

HENT

AR

B A R A D Ó S.



*Nous autorisons M. E. BLOT,
notre Imprimeur, à réimprimer le
Livre breton qui a pour titre : HENT
AR BARADOS, pe Ar guir Voyen
da savetei an Ene.*


Donné à Quimper, le 18 Novembre 1833.

+ J. M. D., Évêque de Quimper.



DEDI EUS AL LEOR-MA.

CALONOU SACR, calonou carantezus eus a JESUS hac eus a VARI, c'hui hoc'h eus inspiret din an desir ha roet din ar gallout da ober al Leor-mâ. Pliche ganeoc'h lacaat ma labour da brofita evit silvidiguez ma ene, evit silvidiguez an oll Bretonnet, hac ispicial evit silvidiguez an eneou pere hoc'h eus bet confiet din er bed-mâ.



P R E F A Ç .

An oll a oar peguen necesser eo al lectur spirituel da bep christen c'hoantus eus e silvidiguez. Rac dre al lectur spirituel e tescomp petra dleomp da ober ha petra dleomp da lezel ; ober a ra cals a impression var hor c'halonou ha reü a ra cals sclerigen d'hor speret ; desquî a ra deomp ar pez a dleomp da ober e quenver Doue , e quenver hon nessa hac en hon andret hon-unan. En ur guer bep seurt avantaichou a ellomp da denna eus ul lectur spirituel evit hor silvidiguez.

Credi a rân e vezo util bras al lectur eus al leor-mâ d'ar re o deus ur guir desir d'en em savetei ; an olt a ell tenna profit anezâ , ar re ignrant evel ar re savant , tud ar bed

AR GUIR VOYEN D'EN EM SAVETEI.

Lenni var ho poës
ha songit er - vad.

Q U E N T A M O Y E N .

Songit alies e Doue.

SULVUI ma songer e Doue , sulvui en em renter henvel ouz ar Sänt , ouz an AElez , ouz ar Verc'hes , ouz Jesus - Christ hac ouz Doue memes. Rac Doue a so ato o sonjal enna e-unan ; ar Sänt hac an AElez eus ar Barados a so ato o sonjal e Doue ; ar Verc'hes Vari ha Jesus-Christ o deus ato sonjet e Doue epad ma edont var an douar.

Hor Salver a lavar deomp en aviel , penaus ar vuez eternel , da

lavaret eo, ar bonheur eus ar vuezmâ hac eus ar vuez-all, a gonsist o'ch anaout ar guir Doue hac o sonjal ennâ; eürusdet ar Sænt hac an AElez a gonsist o velet alo Doue hac o sonjal ato e Doue; quemense ive hon rento eürus goude ar vuezmâ. Hennez eo ar gommançamant eus an eürusdet eternel, hennez a so ive unan eus ar guella moyennou evit assuri hor silvidiguez.

Ar sonch eus a Zoue a vir ou-somp d'en offanci; ar sonch eus a Zoue a servichas d'ar chast Suzanna ha d'ar Patriarch Joseph, pehini ne voe c'hoas nemet ur c'hrouadur, da resista ouz ar sollicitationou criminel pere o dougue d'ar pec'het. Ret e ve lavaret en deffe collet un den e squiant mad evit commetti ur pec'het, mar sonch ema Doue presant dirazàn, ha mar sonch e vel hac e cleo Doue ar pez a ra.

Ar sonch eus a Zoue ne servich non pas hepquen evit hon distrei dious an drouc, carga a ra ive hor c'halonou eus ur joa hac eus un

douçder vrás, ne deus forz e pe stad e alfemp en em gaout. Chelaouit ar pez a lavar ar Prophet David : *va ene, emezâ, ne all quet beza consolet, ha dre ar sonch a Zoue eo carguet va c'halon a joa.*

En hoc'h afflictionou quen corporel, quen spirituel, mar songit e Doue evel en un tad mad, e recevot gant joa an oll afflictionou eus e zorn; mar considerit Doue evel hoc'h Autrou souveren, e teuot d'en em resigna d'e volonté; mar er c'honsiderit evel ho protectour, e c'houlennot sicour digantà; esperanç ho pezo en e visericord: en occasionou e pere e renquer en em drec'hi hac ober violanç deomp hon-unan, mar sonjomp e vel Doue ac'hanomp, e quemerimp couraich, ober a raïmp hon oll efforjou evit en servicha ha meritout e c'hraçou mad. Er brassa dangerou e vezimp assuret, evel sant Anton pehini ouz en em velet e toues un arme drouc-sperejou, a ree goab anezo; rac ma voe sur penaus e voa Doue en e

Ar guir voyen

quichen hac e voa rag-ze impossubl dezo ober drouc dezâ. Santez Catell a Sienn, e creis an dangerou, a lavare penaus e voa sur e songe Doue enni, rac ma songe e unan e Doue.

En ur guer, ar sonch eus a Zoue a so ur sourcen vras a veritou, rac ma ro deomp occasion da exerci ar vertuziou ar re gaëra, a fei, a esperanç, a garante, a religion, a nerz, a vodesti, a chastete, etc.

Obliget ez oump da sonjal allies e Doue, rac hon ene a so grêt henvel ouz e imaich, ha dre-se e tleomp, sonjal enna liessa ma ellomp, hac abalamour c'hoas ma sonch ato enna e - unan; obliget ez oump c'hoas da guemense dre anaoude-guez-vad, rac Done a bep eternite en deus sonjet hac a sonch continuellamant ennomp-ni. Ha ne ve quet eta ingrat piou bennâc ne zeuffe da sonjal nemet aveichou e Doue pehini en deus a viscoas sonjet hac a sonch ato ennâ, digant pehini en deus recevet e oll vadou, hac eus a behini e tepant

d'en em savetei.

13

e vonheur, quen er bed-mâ, quen er bed-all?

Doue so an objet ar c'haëra hac an nopl a pehini a alphe speret an den en em broposi, e comparæzon d'an oll draou caër eus ar bed, pere n'ez int netra ha pere ne veritont quet e ve sonjet enno, nemet quement ha ma laqueont hor speret da sonjal e Doue.

Ur speret dister ne sonch nemet en douar hac e traou an douar; rac-se, piou bennâc ne sonch ja-mæs e Doue pehini so ar princip hac ar sourcen eus an oll vadou, peautramant ne sonch nemet ur veich en amser, en deus ur speret dister ha didalve.

Ret eo bea maleürus evit anconec'haat ar sonch eus a bresanç Doue; ar re n'o deus sonch ebet a Zoue er vuez-mâ a so henvel ous an dud daonet; an eneou maleürus-ze n'o deus brassoc'h poan eguet pa sonjont ez eo impossubl dezo guelet Doue.

Beya hep sonjal e Doue, a so

ar pen-caus eus a zaonation tud ar bed ; rac ar sourcen eo eus a bep seurt falloniou. Ar re a zeu d'en em gomporti evel pa ne ve quet a Zoue , ha ne sonjont quet e Doue , *a so tud abominabl*, hervez ar Prophet David , *ne reont action vad ebet*. *An douar a so souillet ha collet*, a lavar ive ar Prophet Jeremi , *rac ne songer quet e Doue*; an daou zen coz eus a bere e parlanter e bars en histor Santes Suzanna, an daou zen infam-ze a voe trec'het gant o fassion brutal , abalamour ne fallas quet dezo sevel o daoulagat varzu an Eon ; hac abalamour ne laquent quet o speret da sonjal e Doue hac en e jujamancho.

Pratic œz ha facil evit sonjal alies e Doue.

D'AR mintin pa ziunot , songit e Doue pehini en deus bet sonch ac'h-anoc'h ha pehini en deus ho tiouallet epad ma edoc'h cousquet ; servichet en deus deoc'h da c'hardien hac ho-

preservi en deus gret a gals maleü-riou , pere alle arruout gueneoc'h , pe en ho corf , pe en hoc'h ene , ha pere a so arruet gant meur a hini-all ; mæs songit ennâ gant ur garante vrás.

En ur visca ho tillat , songit penaüz ez eo Doue , dre e brovidanç , en deus fournisset deoc'h an dillatze ; songit penaüz ez eo Doue en en deus hoc'h antretenet eus a guement tra hoc'heus ; Doue deus roet deoc'h pe - adra da c'holoï ha da gonservi ho corf ; Doue eo a so oud ho tisen rac an injuriou eus an amser dre ar voyen eus an dillat pere a zouguet ; rac Doue a ro pep-tra , a gonserv pep-tra hac a ra pep-tra ; en a souten an douar hac a ra dezi ar stabilité ; rei a ra d'an tan ar groes , ar vlas d'ar bara ha d'ar c'hic , ar frescadurez d'an amser , ha quemene tout abalamour deoc'h ; ho pet sonch eta da drugarecât an Autrou Doue gant cals a humilite , dious ar mintin hac epad an deiz .

Epad ho pedennou, songit ema Doue presant dirazoc'h gant quement a vajeste, a c'haloud, a justic hac a c'hrandeur, evel ma en deus en eê, pehini allomp consideri evel an tron eus e c'hloar; an tron eus a c'hloar Doue a so partout; Doue a so en ho quichen ha dirazoc'h gant quement a vajeste hac a c'hloar ha ma en deus en eê; songit eta, ha considerit mad gant peguement a vodesti e tleit en em gomporti dirazâ, ha gant peguement a respect e tleit parlant outâ.

En ur gommanç un action bennâc, songit e Doue, hac offrit dezâ hoc'h action; prometit dezâ penaus n'hoc'heus quen intantion, en ur ober an action-ze, nemet da blijout dezâ, da ober e volonte ha da brocuri e c'hloar, abalamour ma er c'harit; chetu aze penaus e renquit dirija hoc'h intantion; goulennit digant Doue e venediction evit ober mad ar pez hoc'heus da ober, rac ac'hanoc'h hoc'h-unan ne doc'h capabl da ober netra vad; hac ho

pet sonch d'en drugarecaat goude bea echuet ar pez ho poa da ober.

Mar lennit ul leor bennâc, songit penaus eo Doue a zeu d'hoc'h instrui dre al leor-ze; Doue a gonserv ar paper, ar c'haracteriou hac ar sclerigen eus al leor; rei a ra ar vivacite d'ho taoulagat hac an nerz d'ho speret; mar lennit ul leor a zevotion, songit penaus ez eo comsou Doue a lennit. Lennit eta al leor-ze gant attantion ha gant respect, evel pa ve Doue o parlant ouzoc'h; goulennit digantâ ar c'hraç da brofita eus al lectur-ze.

Mar parlantit ouz un tad a famill, ouz ur vam, ur mæstr, pe ouz ur personaich bras bennâc, songit ez eo Doue a barlant ouzoc'h. Doue e-unan a lavar deomp, en Aviel herves Sant Lucas, penaus ar re a chelaou an dud a autorite, en chelaou e-unan, hac ar re a zisprich ar seurt tud-ze, en disprich e-unan.

En ur sortial eus ho ty, songit e Doue, ha pedit anezâ d'ho cun-

dui, gant aon ne zeufac'h da engagi hoc'h ene en ur goall occasion bennâc, ha gant aon ive ne arrusfe un accident fachus bennâc gant ho corf.

Mar guelit un ilis a zia-bel, pe autramânt mar beac'h oc'h antreal en un ilis bennâc, songit penaus an Ijis - ze a zo ar Pales eus ar Roue a c'hloar; an Ijis eo ar plaç e pehini eo faller gant Jesus-Christ chom en hon toues dre e huma-nite, hac e pehini e chom ato dre e zivinite en ur fæçon special evit receo diguèneomp mercou eus ar respet hon deus evitân, evit che-laou hor pedennou hac evit rei deomp e c'hraçou, hervez ma hon devezo meritet; respectit eta an ili-sou, bezit modest enno, gant aon da offansi ur Mæstr quer gallou-dec, eus a behini ar visericord a so quen necesser deoc'h.

Pa gavoc'h ur paour pe un den infirm bennâc, songit e Doue pehini n'en deus quet permetet e vige c'hoarveet an accident-ze gueneoc'h.

Pa viot o tibri ho repas, ho pet sonch penaus ez eo Doue a fournis deoc'h ar pez a zebrit; Doue a ra ar goud d'ar boed, hac a so ouz ho substanti dre ar vagadurez; debrit gant moderation, ha songit ne d'oc'h nemet ur c'hrouadur hac ur pansioner da Zoue, maguet hac antretenet gant e liberalite.

Ar zon eus ar c'hleyer a ell ho sicour da elevi ho speret varzu Doue; mar clevit son ar c'hloc'h evit an Oferen, ho pet sonch eus ar garante infinit a Jesus-Christ pehini a zeu da renoueli bemde var an Auteriou ar Sacrifiç a offras evidomp var ar groas; songit neuse ema o vont d'en em offri c'hoas evel ur victim da Zoue e Dad, evidomp; assistit en Offeren, mar gallit, evit renta da Zoue an he-nor a so dleet dezâ, evit rei dezâ ur merq eus hoc'h anaoudeuez vad, evit obtensi ar pardon eus ho pec'hejou, hac evit goulent digantâ ar sicour, quen spirituel quen tam-

porel, eus a behini hoc'heus ezom. Mad eo assista en Oferen pa eo guir e teu Jesus-Christ, dre zaouarn ar Belec, d'en em offri evel ur victim adorabl, ha da vea hor mediatour hac hon advocat evit parlant ha presanti e goad evidomp.

Mar clevit son ar c'hleyer evit an Offiç, songit er meuleudiou a rent da Zoue an AEles hac ar Sänt en Eê hac en douar, ha laquit ho poan evit beza eus ar gampaignenez enorabl-ze; mar clevit son abalamour da Vouel ur Sant pe ur Santes bennâc, songit er gloar a ro Doue d'ar Sänt er Barados, respectit anezo, adressit dezo ho pedennou, ha quemerit ar resolution d'o imita evit beza un devez participant eus ar memes bonheur; mar soner ar c'hloc'h evit ar re varo, grit evito ar pez a falfe deoc'h e ve grêt evi-deoc'h hoc'h-unan, songit e renquoc'h mervel ive, ha laquit urz vad en hoc'h afferou; mar soner evit ar Sermon, songit ema Doue ous ho quervel evit disqui deoc'h

ar pez a dleit da ober evit assuri ho silvidiguez; ne vanquit quet eta da vont d'ar Sermon.

Dre ar ruiou ha var ar plaçou public, mar guelit pe mår clevit ur re oc'h offansi Doue, bezit affliget eus a guemense en ho calon, ha desiret caout ar voyen da viret ne ve dispriget Doue; desiret c'hoas allout renta d'ar Vajeste divin que ment a c'hloar ha ma eo dishonoret gant an dud vechant.

Er plaçou foarc'hac er staliou, remerquit peguen neubeut e son ger e Doue hac en eternite; remerquit peguement e songer en afferou ar bed hac er madou temporel. Ha n'ez hoc'h-hu quet estonet o velet peguen neubeut a gaas a rer a Zoue pehini so quer galloudec ha quer carantez; ha n'ez hoc'h-hu quet estonet o velet peguement e negliger an affer eus ar vuez eternel pehini a so eus an importanç ar vrassa?

Pa viot er parcou hac er meziou, admirit ha meulit ar brovidanç hac

al liberalite a Zoue pehini a zeu da garga ar guëz a froez hac an douar a bep seurt madou evit maga al loënet hac an dud, pere ne sonjont quet ennâ ha pere memes a so da bep momet ouz e offanci.

En ur sellet ouz an Eê, ouz an Heaul, ouz ar Steret, etc., considerit an immansite eus a Zoue, e brovidanç, e c'hallout hac e perfectionou-all infinit pere a baris quer visiblamant e quement tra en deus crouet.

Mæs songit mad e quement-mâ : an Eê a so a zioc'h ho penn, an ifern a so dindan ho treid; an ifern a so ur punç e creis an douar leun a dan ha preparet d'an dud vechant. Ho pêt sonch penaus emoc'h bremâ etre an daou blaç-ze; songit ive e viot un devez en unan a zaou epad an eternite, hervez ma ho pezo merritet; choazit bremâ ha quemerit an hent pehini a gundu d'ar plac e pehini e false deoc'h beza epad an eternite.

N'eus forz e pe stad e viot, son-

git penaus ema Doue en ho quichen, penaus ema ennoc'h ha penaus ive emoc'h ennâ, evel al labous en ær hac ar pesq er mor. Doue a vel ar pez a rit hac ar pez a songit, cleout a ra ar pez a livirit; mæs n'ê quet tout : Doue a so en ho quichen, ho quelet a ra ouzpen an dra-ze, ho souten a ra gant mui a garantez eguet ne deus ur vagueres evit e c'hrouadur; ho sicour a ra en hoc'h oll actionou, ha mui a boan en deus gueneoc'h eguet n'en deus ur mæstr gant e scholaër. Leverit alies ar c'homsoù-mâ : *ya, Doue a so em c'hichen.* Songit neuse gant pe seurt modesti e tleit en em gomporti dirazâ, pe seurt fizianç ha pe seurt garantez e tleit caout evitâ!

Diouz an nos en ur vonet en ho guele, songit e repozoc'h etre di-vrec'h Doue; en em recommandit dezâ gant resignation ha gant ar garantez pehini a dle caout ur c'hrouadur mad evit e dad.

Beza ez eus tud quen accustumet d'an exerciç santel-mâ, ma vent

quasi ato o sonjal e Doue ; n'ez int jamæs distroet gant trous ar bed. Petra bennâc emaint etoues tud ar bed, beva a reont evel pa ne ve nemet Doue hac-ii var an douar , rac ma ouzont mad penaus madou ar bed-mâ nez int netra e comparæson da Doue , peautramant da viana quen neubeut a dra , ma ne veritont quet e ve songet enno pa ema Doue presant. Ar seurt tud-ze a allàn da gompari da ur predictor pehini a so o prezec dirac ar Roue , petra bennâc e ve cals tud ouz e chelaou , ha memes tud a gonsquanç ha tud a gondition , gouscoude ne ra van ebet a zen ha ne sonch e den nemet er Roue.

Ar seurt tu-se en em gomport evel ma teuomp-ni hon-unan d'en em gomporti e quènver ar Sacramant adorabl eus an Auter. Guelet a reomp an apparançou eus ar bara , mæs ne dleo quet en apparançou e arretomp hor speret; penetri a ra hirroc'h dre ar feiz , ha

dont a ra da gonsideri ar c'horf sacr eus a Jesus-Christ cuzet dindan an apparançou-ze. Evelse iveau an dud santel ne gonsideront que-ment a velont er bed , nemet evel apparançou simpl dindan pere eo cuzet Doue ; n'en em arretont quet d'ar pez a vel o daoulagat ; lacaat a reont o speret da sonjal en di-vinite pehini anavezont dre ar feiz.

Ma ne allit quet parveni buan d'ar berfection-ze , arabat e vez deoc'h evit quemense neglja an exerciç-mâ ha cals a braticou-all pere a vez inspiret deoc'h gant ar Speret-Santel ; en ur sonjal e Doue e teuot da imita buez ar Sænt , ha dre ar voyen-ze en em zisposot da veza hènvel oudho er gloar eus an eternite eürus. Grit an experianç hac e velot peguement e servicha deoc'h an exerciç-mâ evit conservi an inoçanç hac an devotion.

EIL MOYEN.

Songit alies en Eternite.

QUEMENT-MA a zesire 'gueichal Moïses de Bobl evit ma en divige quendalc'het e servich Doue : *Plige gant Doue, emezâ, en deffe ar bobl-mâ mui a furnez hac a ræson ; plige gant Doue e teuffe da sonjal en amzer da zont.*

Salomon, ar Roue fur, a lavar deomp ive, *songit, emezâ, er pez a c'hoareeo gueneoc'h da fin ho buez ha ne goezot morse er pec'het.* Quemense en deveus pratiquet ar Roue David, hac en em gavet en deus guell eus an dra-se, rac e-unan e lavar deomp, *songet am eus, emezâ, en amser basseet ; hac en em representet am eus an Eternite da zont,* ha goudeze a lavar : *ar sonch-ze e deveus grêt dre c'hraç Doue, ur chenchamant vras em speret, lavaret ameus en-hon ca-unan, commandcomp bremâ da veva en ur fœçon-all ha da*

d'en em savetei.

27

chench a vuez, labouromp evit an eürusdet eternel ; eus ur momet e tepand an eternite.

Labourat a ràn evit an eternite, a lavare gueichal un artisan, evit en em encouragi da berfectioni e labour.

Labouromp gant couraich evit gloar Doue pehini en deus recompançou caer da rei deomp, commandcomp bremâ. Ni n'hon eus gret c'hoas netra, e comparæson d'ar pez a dleomp da Zoue, ha d'ar pez a verit an eternite. Livirit ennoc'h hoc'h-unan : bremâ ez eus un nombrat bloaiou ne voan quet er bed, Doue eo en deus va laqueet var an douar, hac en deus roet din al liberte da choas pe un eternite eürus, pe un eternite maleürus. Mar caràn e servicha, e vezin eürus eternelamant ; mæs ma ne servichàn quet anezàn, n'en deus nemet supliçou eternel da rei din. Cals amser siouas am eus passeet hep sonjal er pez a c'houlen Doue diguenin ! Collet am eus amser va yaouanctis er c'hou-

riou , en divertissamanchou hac en traou inutil , elec'h ober œuvrou mad evit dastum en eê un tensor a c'hraçou hac a c'hloar. Coumet am eus un infinite a bec'hejou pere o deus excitet coler an Autrou Doue ouzon. Ah, den foll ha ma zoun ? E petra am eus-me songet ! Meritet am eus mil gueich an ifern ; meritet am eus mil gueich beza punisset gant ar justiç divin ; ha n'ez on - me quet un den maleürus ? Gouscoude passeal a ra an amzer , tostaat a ra ar maro ; emon e quichen dor an eternite. Mæs da pelec'h ez in - me ? Ma ne chenchàn a vues , ez on collet da virviquen . Beza collet da virviquen ; beza miserabl eternelamant ; beza epad an eternite e tan an ifern ; beza da virviquen dispriget , cazet ha punisset gant un Doue oll galloudec ; beza abandonnet d'ar furor eus an diaoulou ; beza epad an eternite en arraich hac er tourmanchou , hep soulagamant , hep esperanç ebet da veza soulaget , ô va Doue pebes disesper !

O va ene , ha compren mad a rez-te ar virionez - ze ! Ha credi a rez - te quemense ! Eternite ! Eternite ! ô va Doue ! Ret eo din lacat urz vad en afferou va c'houstianç . N'am eus affer ebet quen necesser eguet affer va silvidiguez ; arabat eo din differi . Monet a rân bremâ da ober ar pez a falfe din beza groet d'an heur ar maro . Evit ur bladjadur a ur momet e riscàn col ar Barados , ha coeza en ifern . Evit un neubeut a boan , pehini alfen çabout e servich Doue , e vezin eürus eternelamant . Que - meromp ar guella parti ; command - comp er momet - mâ da servicha Doue a galon vad .

TREDE MOYEN.

Ho pezet ur c'hoant vrás d'en em savetei , hac aon da veza collet.

AR sonch eus an Eternite a lacai a neubeut da neubeut en hoc'h ene , un desir bras da veza saveteet , hac

un aon vras da veza daonet; bezit sourcius da antreteni en ho speret an daou santimant vad-ze. Evit o antreteni hac o cresqui mui-oc'h-mui, grit alies actou a feiz var an diou virionez-mâ, penaus da fin ar bed, ez eot d'ar barados pe d'an ifern, unan a zaou. Evit songeal aliessoc'h en diou virionez-ze, prononcit alies ar c'homsoù-mâ, peautramant re-all, hervez ma lavaro deoc'h ho speret.

Va Doue, saveteet va ene paour. Allas! collet ez oun da virviouen, ma n'hoc'heus truez ouzon.

Ah Eternite eürus! beza eürus eternelamant. Ah Eternite maleürus! beza maleürus eternelamant.

O va Doue! roet din, mar plich gueneoc'h, ur plaç en ho Rouantelez.

O va Doue! dilivrit ac'hanomp eus ar pec'het, hac hon diouallit ous an oll maleuriou eus a bere eo caus ar pec'het!

O peguement e tisplich din-me an douar, pa zellàn ous an eê! Peur e vezin-me er plaç eürus-ze!

O va Doue, va Doue! na bermetit quet e ve collet va ene assambles gant an dud vechant.

O va Doue! a bep coste ez eus arouantet ouz hon attaqui; emaint o clasq hon c'holl. Hon diouallit, mar plich gueneoc'h, ous trompleres an arouant, hac hon dilivrit eus a dre e zaouarn.

PEVARE MOYEN.

Ho pet horrol ous ar Pec'het Veniel memes.

An hini en deus aon da veza daonet, hac en deus c'hoant da veza savelei, a dle caout horrol ous ar pec'het, abalamour ma ra deomp coll ar barados ha meritout an ifern. Ne aller quet lavaret penaus an hini a gar ar pec'het, en deffe c'hoant da ober e silvidiguez ha da savelei e ene; er c'hontrol, ar Speret-Santel a lavar deomp, dre c'henou ar Prophet royal, penaus an hini a gar ar

pec'het, na gar quet e ene , abalamour ar pec'het a zeu d'en renta indign da antreal en Eê e pehini , hervez Sant Ian , ne antreo netra souillet. Mar desiret eta beza saveeteet , heuliet an avis a ro deoc'h ar Roue fur; tec'hit dious ar pec'het evel dious ur serpent. Ar pec'het a so evit an ene un ampoeson quen dangerus ha ma eo venim ur serpent evit ar c'horf. An habitud fall , pehini a chom goude ar pec'het , a ra d'an den commetti facilamant pec'hejou nevez. Chom a ra, e calon an den , ur certen maliç pehini a ra dezâ disprijout ha cazot Doue , ha pehini ive en laca da chelaou an inspirationou fal eus an drouc-speret.

N'en em fiet quet var an esperanç da allout coffes goude beza commettet ar pec'het. Diouallit da sonjal evel calz tud penaus ne faut nemet ar glac'har da veza offancet Doue , evit beza salvet ; calz a eneou a so en ifern gant an esperanç-ze. Ur bresomption yras eo en em gom-

porti er façon ze , hac ur pec'het nevez a-henep ar Speret-Santel. Piou bennâc a zeu da offanci Doue gant mui a liberte abalamour ma eo un Tad mad , a so indign da santout an effejou eus e vadelez , ha meritout a ra beza punisset gant ar rigol eus e justiç. Doue a so un Tad misericordius , mæs beza eo ive un Tad just. Ho pet esperanç en e vise-ricord , mæs ho pet ives aon rac e justiç.

N'ez oc'h quet sur da gaout a voyen da goffes. Supposet memes ho pe groet ho confession , beza hoc'heus c'hoas leac'h da gaout aon da goueza en ifern , rac certen eo penaus hoc'heus meritet an ifern , parconsequant ne d'oc'h quet sur da veza cuit gant quemense; rac ne ouzoc'h quet , gant hoc'h oll gonfessionou , ha c'hui hoc'heus obtinet pardon , pa eo guir ne d'hoc'h quet sur ha c'hui hoc'heus bet ar glac'har hac an dispositionou - all necesser evit beza pardonet. Salomon , ar Roue fur , a zeu d'hoc'h

avertissa penaus e ranquit caout aon, memes evit ar pec'hejou pere a sonch deoc'h beza bet pardonnet, particulieramant evit ar re hoc'heus commettet gant presomption ha gant maliç.

Grit c'hoas reflexion var un dra pehini a so guir. Ar pec'hejou pere a gomméttit bremâ ha pere ne barrißont quet deoc'h beza quer bras, a zui, d'an heur ar maro, d'en em bresanti d'o speret ; neuse e parissin deoc'h cals brassoc'h ha grevussoc'h eguet ne parissont bremâ. Ober a raint deoc'h caout aon rac jujamant Doue, ha marteze memes eraïnt-ii deoc'h disesperout eus e visericord pehini a seblant deoc'h bremâ quer facil da c'houes. Diouallit c'hoas dious un dra-all e pehini n'hoc'h eus marteze morse songet mad. Ar sonch eus ho pec'hejou passeet, hac an inclinationou fall pere hoc'heus que meret alfe ho lacaat da garout c'hoas ar pec'het, hac ober deoc'h consanti d'ar pec'het memes var fin ho buez. N'hon deus siouaz nemet re a exem-

plou eus a guemense, petra bennâc ma paris an dra-ze controll d'ar ræson.

Ha ne d'ê quet evelse e teuompi ni da lacât hon eternite en danger, pa eo guir en em expozomp bremâ da goueza en disesper en articl eus ar maro, pe da guemer complaisanç er pec'hejou pere hon devezo commetet epad hor buez.

Mæs mar desiret sinceramant en em savetei, n'en em gontantit quet da dec'het dious ar pec'hejou marvel, ho pet iveau aon rac ar pec'hejou veniel pere a gommetter gant reflexion ; capabl ez int da ober deoc'h mui a zrouc evit en songit : da guenta, ma n'hoc'h eus quet cals a aon da ober un dra fall, petra bennâc ne dê quet un drouc bras ; ur merq eo penaus n'hoc'h eus quet evit Doue ar garantez hac ar respect a dileit dezâ, pa eo guir n'hoc'h eus quet aon da ober en e bresanç un dra hac a zisplich dezâ ; ma n'hoc'h eus doujanç Doue evel ma tleit e c'haout,

souden en em lezot da goueza e pep seurt pec'hejou dre an nerz eus an dentation , pe dre an accus-tumanç fall pehini hoc'h eus que-meret evit certen traou pere o deus rapport gant ar pec'hejou marvel.

Lavaret a rer (ha guir eo memes quemense) penaus ar pec'héjou veniel hon dispos d'ar pec'hejou marvel , ha penaus c'hoas e teuont d'or yena e carantez Doue ha da ziminui ennomp a neubeut-da-neubeut an doujanç hac ar respect a dleomp dezâ ; ouspen an dra-ze , c'hoarvezout a raï penaus ar pec'het pehini ne bares deoc'h beza nemet veniel , a zeui da veza mar-vèl , abalamour d'an inclination hoc'h eus evitâ ; mar hoc'h eus aon da goueza en dour , ne dostaît quet re var ar bord , particulieram-ent ma h'oc'h yaouanc , diouallit diouz ar vivacite , dious ar jura-manchou dister pere a so casi hèn-yel ouz ar re vrás ; diouallit diouz ar guriosite ispicial en traou dis-honest ; diouallit ive diouz ar c'hoa-

riou hazard , diouz ar goall gom-paignunezou , an dançou , diouz ar gourmandis , quen en dibri quen en eva , diouz ar c'homsoù vil ha goloet ha diouz ar familiariteou insolant ha dishonest , ispicial er pla-çou santel ; conservit e pep leac'h ur vodesti hac un honestis vrás evit plijout da Zoue ha d'an oll dud ver-tuzus eus hoc'h anaoudeguez . Que-mense a servicho deoc'h da remed evit en em ziouall ouz an dud li-berdin hac ouz ar pec'hejou memes ar re zistera . Er fæçon-ze e allot conservi hoc'h innoçanç ha caout un assuranç vrás da c'hounez an eternite eürus .

PEMPEP MOYEN.

Tec'het diouz ar goal gom-paignunez.

AN hini a gar an danger a berisso en danger ; piou bennâc a zeu da frequenti goall gom-paignunez a so ato exposet d'an danger . Er gom-

paigninezou fall e tisonger souden ar mad , ha desqui a r r buan an drouc ; an ampo son eus ar pec'het a c'hounis calon an den dre e zaoulagat ha dre e ziouscouarn ; guelet ha chelaou a ra traou fall , hac erfin e teu d'en em familiarisa gant ar pez ne grede quet ober diarauc. Credi a r r facilamant e aller ober, ha lavaret, ar pez a ra hac a lavar cals reall, mar d'ez int ispicial tud a consequan . Qualite ar seurt tudze a zeu da autorisa ar vi ; mar d'oc'h eus ar seurt mignonet-ze e renquit carout ar pez a garont, hac approuvi pe da viana excusi ar pez a reont hac ar pez a lavaront ; aon hoc'h eus d'ho chagrina ha da zisplijout dezo , ha memes da veza goapeet gant-o ma ne ret ar pez a reont, da lavaret eo , e ber gomsou , mez hoc'h eus da veza guell evit-o ha mez da veza neubeutoc'h mechant evit-o.

Pa r r ur drouc benn c en ur gompaignuez, e renquer e approuvi peautramant e reprenn ; mar fell

deoc'h en approuvi , e viot coupabl dirac Doue ; mar fell deoc'h e repren, e tisplijoc'h d'ar gompaignuez. Ne frequentit quet eta ar seurt tud-se , hennez eo ar guella parti ; diouallit d'en em fiout re var ho nerz. Beza ez eus bet tud sancteloc'h ha courajussoc'h evidoc'h pere o deus en em gollet en occasion.

Ne d'eo quet mad beza en un ty e pehini ema an ampo son pe ar vocen ; na Doue , nac hoc'h A l-mad n'o deus plijadur ouz o guelet etoues tud pere n'ez int quet mignonet dezo ; na Doue , nac hoc'h A l-mad n'allont carout tud pere a zeu da favorisa ar vi , ha pere n'o deus affection ebet evit an devotion nac evit al lezen gristen , ha pere memes a fell dezo distrugi ar vertuz, pe dre o discourjou fall , pe dre o goal exemplou ; mar carit Doue e guirionez , e renquit frequenti ar re a ell rei deoc'h exempl vad , ha dre o c'homso ha dre o c'homportamant.

Ar c'hoariou public , an dan ou ,

an davarnou a so plaçou dangerus ; an dud honest hac an dud fur o deus ato o blamet ha tec'het diouto ; ne sortiot jamæs eus ar seurt plaçou-ze quen innoçant ha ma e d'oc'h , pa oc'h antreet enno. Ar jurerien , an dispoterien , an teaudou fall , an dud impudic ha libertin a so certenamant tud dangerous. An hini a gar Doue e guirione , an hini en deus ur guir desir d'en em gonservi e graç Doue , ne garo birviquen ar seurt plaçou-ze nac ar seurt tud-ze ; an discourjou fall a zeu da gorrompi ar vuez vad ; an discourjou fall a zeu facilamant da antreal ha da bervertissa un ene ; e compaignunez un den mechant e teuot da veza souden mechant ; mæs piou bennâc a so mechant pe en em laca en danger da veza mechant , n'ema quet var an hent mad evit en em savetei ; mar deu ho lagat d'ho scandalisa , tennet-èn eus ho penn ha taulet-èn pell diouzoc'h ; chetu aze ur barabolen dre behini hor Salver a zeu da zisqui deomp peaus , mar

desiromp ober hor silvidiguez , e tleomp tec'het diouz ar re a so capabl d'hon lacat da offanci Doue , ha pa garfemp anezo quement hac hon daoulagat , ha pa vent memes quen necesser deomp hac hon daouarn , hac hon treid , o c'huit-taat a rencomp a gress.

Hac ober a rit-hu quemense , va lectour ? Diouallit , songit mad ha lacaït urz vad en hoc'h afferou. Grit evit ho silvidiguez , evit hoc'h ene , evit ar vuez eternel , ar pez a raffac'h evit madou ar bed , evit ho yec'het hac evit ar vuez corporel. Ne antrefac'h quet en un ty , pe da viana sortial a raffac'h buan anezi , ma ve lavaret deoc'h penaus ez eus enni laëron , muntrerien pe ar vocen. Quitaat a rér ar brassa mignonet en amser ar vocen ; abandonni a rér an tosta querent pa ve aon da gaout ur c'holl bennâc. Ar madou spirituel hac ar vuez eternel a so preferabl da vadou ar bed ha d'ar vuez corporel.



CHUECH'VET MOYEN.

Examinet bemnos ho coustianç.

Eus an oll moyenou a bere e allit en em servicha evit gounez an eürrusdet eternel, unan eus ar re vella eo ober bemnos an examen eus ho coustianç abars monet en ho quele. Ar pratic-ze a gonsist e pemp articl :

Ar c'henta , eo trugarecât Doue eus an oll madou pere hoc'h eus recevet digantâ epad ho buez , ha particulieramant en devez-ze.

An eil, eo goulen oc'h Doue ar sclerigen evit anavezout ho pec'hejou.

An drede , eo ober ur revu eus an oll actionou, eus an oll gomsou hac eus an oll songesonou adalec an nos diarauc , evit gouzout e petra hoc'h eus manquet.

Ar pevare , eo caout en ho calon ur glac'har vrás eus an oll bec'hejou pere hoc'h eus commettet ha goulen pardon anezo gant brassa humilité ma ellot.

Ar pempt, eo ober ur propos ferm d'en em gorrija eus ar fautouze , d'en em brecautioni outo ha da dec'het dious an occasion.

I. Santout a rér an utilite eus an exerciç-mâ , abalamour dre ma teuomp dre ar c'henta poënt da drugarecât Doue , e quemeromp un habitud a charite hac a garantez en e quènver , ar pez a ra ur pris bras d'hon actionou hac a vir ouzomp da offanci Doue ; hac ouspen quemense dre ma teuomp evelse da roï mercou a anaoudeuez d'hor mæstr souveren , en em rentomp mui-oc'h-mui dign eus e faveuriou , hac e tennomp varnomp e venediction.

II. Dre an drede poent , pehini a gonsist oc'h ober ur revu ous hon oll fautou , e teuomp d'en em anavezout ha gaout un anaoudeuez vad eus hon oll imperfectionou , ar pez a ra deomp en em humilia , hac ar pez memes hon dispos da ober ur gontfession vad.

III. Dre ar pevare poent , pehini

a gonsist er glac'har eus ar pec'hejou, e obtenomp pardon eus hon oll grimou. Pa hon deus ur guir glac'har, e concevomp ous ar pec'het un horrol vras pehini a zeu d'hor preservi dioc'h an afleuil; acquisita reomp ar facilite da excita ennomp ur guir glac'har pehini a ell der'hel lec'h a confession e caz a varo subit.

IV. Dre ar pempet artiel, dre behini e rer ur bropos ferm, e tec'homp dious ar pec'het, hac e viromp ne zeuffe ar viç da vrienna en hor c'halonou en ur dec'het dious an occasionou.

An tad a famill, pehini en deus sourci da ziouall bemnos an ouriou eus e dy, ne vezoz quet surprenet gant ar laëron; ar gouverneur eus a guær a vrezel, pehini a so sourcius da visita alies ar plaçou evit ar gombat, ne vezoz quet surprenet gant an inimiet; ur marc'hadour, pehini en deus sonch da ober alies e gnochou, ne vezoz quet tromplet faclamant; ur jardiner, pehini en deus

sourci da denna ar gueaud fal eus e jardin, gad ma parisson, en devezo ur jardin net; evelse ive un ene, pehini en deus sourci da veilla varni e-unan, var e sonjou, var e c'homssou, var e actionou, var e fassionou ha var ar sez squiant natural, etc., e devezo avanteichou bras evit en em zifen ous e oll adversourien, hac evit avanç an affer eus e silvidiguez.

Er c'hontrol, piou bennâc a zeu da negligea an examen-mâ a laca e ene en danger da veza collet; an hini a vanq d'ar pratic-mâ, a dre-men e vuez hep anaoudeuez ebet eus a zonezonou Doue, hac ive hep anaoudeuez eus aneza e-unan, ha dre enno e teu da goll an occasion da brofita eus a garante Doue, ha da avanç en humilite. An humilite a so ar fondamant eus an oll vertuziou, hac an oll vertuziou a so cu-runet dre garante Doue; an diou vertus-ze, da lavaret eo an humilite ha carante Doue, a so eus a ur consequanç vras evit hor silvi-

diguez. Mar passeomp hør buez hep sonjal er pez a recevomp digant Doue, hac hep consideri ar pez ez omp hon-unan, e vevimp evel anevalet brutal ; mæs mar bevomp evel anevalet brutal, ne allomp quet esperout an eternite eürus. Ma ne drugarequeomp quet an Autrou-Doue eus ar madou hon deus recevet digantâ, en em rentomp coupabl eus ar brassa ingateri a ouffer imagina, pehini a zeu da ampeich Doue da rei deomp graçou nevez. Ma ne anavezomp quet hor pec'hejou, ez omp coupabl eus un dallente criminel, hac iye eus un disprisanç vras evit ar feiz, ha quemense a denno varnomp malediction an Autrou-Doue.

Pe seurt esperanç a ell caout tud da veza e graçou mad an Autrou-Doue, pa ez int indign eus e fa'veuriou, ha pa veritont memes e goler ? Un den pehini ne sonch quet e Doue nac en e goustianç, a zeu da goll ar sclerigen pehini en divige be tevit en em gundai; en em ga-

Iedi a ra en e bec'hejou hac en e voall accusumanchou, en hevelep fæçon ma teu da veza quasi insan-sibl ; en em gaout a ra erfin casi incapabl d'en em gorrija abalamour d'an devaligen gant pehini eo dallet, pehini a zeu da chasseal ar sclerigen quen necesser dezâ, ha pehini c'hoas a zeu d'en briva eus a c'hraçou Doue. Evit termina dre ar goimparæsonou pere hon eus grêt, penaus ur gouverneur, un tad a famill, ur marc'hadour, ur jardiner, allint-ii prosperi mar negligjont o afferou ?

En em lacat a rîr eta en un danger bras da goll an eternite eürus, mar negligier an examen eus ar goustianç pehini a so necesser bras evit ober ar silvidiguez; mæs diouallit d'en ober gant neglijanç ha dre accustumanc. Evit en em applica d'an exerciç-mâ, evel ma renquer, songit mad er pez a lavarimp var final leor-mâ, en articl eus an devotion dious an nos, pehini a gonsist en examen eus ar goustianç.

SEIZVET MOYEN.

Coessiit allies.

AR Gonfession a so ur voyen absolumant necesser, evit en em savetei, d'ar re o deus offancet Doue marvelamant. Mar be ho coustianç e stad fall, en em dennit eus ar stad-ze quenta ma ellot; ma n'er grit quet, n'hoc'heus na ræson na religion. Sant Thomas, hanvet an Doctor Angelic, a lavar ne alle quet compren penaus e all ur c'hristen chom un deves e stad a bec'het marvel, pa eo guir e ouzomp, dre ar ræson ha dre an experianç, penaus ar maro a so incerten, ha pa eo guir c'hoas e ouzomp dre ar feiz penaus ez eus un ifern e pehini e souffromp poaniou diremed mar marvomp e stad a bec'het marvel.

Ha pa ve guir penaus ne veac'h quet sujet da gommeti pec'hejou marvel; ha pa ne gommetac'h ne-

d'en em savetei.

49

met pec'hejou veniel, cousgoude ar sacramant a binigen a so util bras evit o quenderc'hel e graç Doue, evit o tiouall dious ar pec'het, hac evit hoc'h avanç er berfection.

Ar pez hon deuz lavaret var sujet an examen a goustianç, a allompive lavaret eus ar gonfession; ar gonfession cousgoude a so un dra parfetoc'h, rac dre ar gonfession an ene criminel a so reconciliet gant Doue, hac e oll fec'hejou a so effacet. An act a gontrition, an actou-all pere a lavarer en ur dostaat ous ar gonfession, ar c'hraç particulier pehini a recevomp dre ar sacramant-ze, quemense tout a zeu da scuilla en hon eneou graçou actuel pere hon difen a enep an tentation; ha pa hon deus ur c'honefssour fur ha prudent, da behini en em adressomp peurvuia, e allomp receo digantâ, evit regli hor c'hostianç, avisou mad pere ne gaffemp quet e leac'h-all. Ar re ne dostaont ous ar gonfession nemet raramant

a so privet eus ar graçou caër-ze, hac ar pez a so c'hoas goassoc'h, en em lacat a reont en danger da ober confessionou fall, rac casi impossabl eo dezo caout sonch eus an oll drouc o devezo gret abaoue ur pell amser, pe autramant n'o devezo quet ur guir glac'har eus o fec'hejou, nac ur bropos ferm da guittaat an occasionou fall e pere-ez int bet angaget; gouscoude ar gontrition a so a grenn necesser. Un habitud fall ne ve quet distrus jet facilamant; difficil bras eo distrugi an affection d'ar goall habitud-ze; an affection-ze a zeu da viret ouzomp ober ur bropos ferm, hac evelse e teuomp buan da goueza er pec'het.

Diouallit da gredi ar re a lavar penaus ne deo quet necesser coes ha communia alies; an experianç a zisquez deomp peguement eo util quemense. Ar re a dosta an aliessa ouz ar confession, ne dint quet ar re vechanta, evel al lien guelc'het an a liessa ne deo quet ar fanca; al-

lien ne ve morse taichet gant an dour, evelse ive ar confession ne ouffe ober nemet vad d'an ene.

Evit miret ne arruo gueneoc'h ar malheur-ze, hac evit tenna profit eus ar sacramant ar binigen, chetu amâ an dispositionou pere a so necesser deoc'h.

Da guenta, abars monet d'en em bresanti da ur belec, quemerit un amser suffisant evit examina an drouc pehini hoc'heus gret abaoue ho confession diveza.

D'an eil, concevet en ho calon ur glac'har vrás ha sincer da veza dispriget Doue pehini a so ho mæstr souveren, hac un tad leun a vadelez, ha pehini a virit beza respectet ha caret dreist pep tra.

D'an drede, grit ur bropos ferm, non pas var bec ho teaud hac hep reflexion, mæs serieusamant hac a greis ho calon. Quemerit eta ur resolution ferm d'en em gorrija ha da repari an oll domaich hoc'heus gret da Zoue, d'ho nessa ha deoc'h hoc'h-unan.

Remerquit mad ar pez hon deus lavaret. An tri dra-se a dle beza gret abars monet d'en em bresanti da ur c'honefessour, da lavaret eo, an examen, ar glac'har hac ar propos ferm. Diouallit d'en em drouibli ha d'en em inquieti re en ur glasq ar fautou ar re zistera, rac neuse e teuoc'h da ancounec'haat ar glac'har, hac ar propos ferm. An examen a so necesser, mæs ar glac'har hac ar propos ferm ne dint quet neubeutoc'h necesser evit receo ervad sacramant ar binigen; diouallit dioc'h quemense. Evit oc'h acquita mad eus an tri boent-mâ, abars ober ho preparation, goulennit ar c'hraç-ze digant Doue gant cals a humilite ha gant un affection vras.

Pa viot e quichen treid ho confessour, goude ar pedennou ordinal, discleriet hoc'h oll bec'hejou; en em excitet d'ar feiz, ha credit penaus e parlanlit oc'h Doue meimes; ar belec ne ra nemet der'hel plaç Doue; ho pet ive un esperanç vras, hac e obtenoc'h par-

don eus hoc'h oll bec'hejou dre veritou Jesus-Christ; en em humiliet, hac ho pet horrol ous an infidele eus ho buez passeet, evel ar map prodig, ar publican, ar Madalen, ar Roue David, hac evel ar benitantet vras all; diouallit da ancounac'haat ar pec'hejou a gonesquanc, mæs ive ne leverit nemet ar pec'hejou pere a ouzoc'h mad beza commettet gant gouiegues ha gant maliç; diouallit d'en em accustumti da ur certen routin ha da gomsou inutil, discleriet ato da guenta ar pec'hejou brassa.

Goude beza discleriet ho pec'hejou, chelaouit mad an avisou hac ar binigen pere a vezo roet deoc'h; ho pet sourci da ober ho pinigen ar c'henta guella; songit mad en defaut da behini ez oc'h mui sujet, ha grit hoc'h oll effort evit en em courrija; ho pet sonch ive eus ar bromessa hoc'heus gret da Zoue; chenchit buez, rac ma ne rit quet, e c'hoarvezo malheur gueneoc'h; ober a reoc'h goab a Zoue, abusi

a reoc'h eus e c'hraçou hac eus ar sacramanchou, en em exposi a reoc'h erfin da vervel hep ober pinigen, ha da veza daonet eternelamant.

Chetu amâ ar pez a lavare gueilchal Jesus-Christ d'ar re a receive ur c'hraç bennâc digantâ : *Iit, emezâ, ha ne bec'het mui, gant aon ne c'hoarvesse goassoc'h gueneoc'h.* Deoc'h-hu, va lectour, e lavar ar meimes tra, songit mad e quemense.

Grit ar binigennou hac ar satisfactionou pere a vezò ordrenet deoc'h, evit ma velo an oll penaüs oc'heus chenchet a vuez ; mar grit quemense, ar confession a vezò deoc'h avantajus evit assuri ho silvidiguez.

E I Z V E D M O Y E N .

Communiet alies.

À Gommunion frequent a so ur voyen excellant meurbet evit assuri hon eternite eürus, mæs ret eo caout an dispositionou necesser.

Pa recevomp ar c'horf sacr eus hor Salver gant an dispositionou necesser, e recevomp un erres eus an eürusdet eternel, evel ma en lavar deomp hor mam santel an Ilis. Piou bennâc a zebro eus ar bara-se, a vevo eternelamant. Ar c'hraç pehini a receo un ene dre ar sacramant adorabl-ze, a so ur sourcen a c'hloar, evel ma en assur deomp an Theologianet hac an Tadou santel ; ha nemes pa zeu ar c'horf glorijs eus hor Salver, dre ar gommunion, d'en em unissa gant hon hini, e recevomp ur galite divin pehini a so ar gommançament eus ar vuez eternel. Er fæconze eo e expliquer ar c'homsoù-mâ eus hor Salver : *An hini a zebr va c'horf hac a eff va goad, en deus ennâ ar vuez eternel.* Chetu ase ar c'hraç a so roet d'an ene pehini a so galvet ar vuez eternel, rac ma eo ar gommançament eus an eternite eürus. *Me a resuscito anezâ d'an dêvez diveza, a lavar c'hoas hor Salver dre c'henou Sant Ian ;*

chetu ase ar gommançamant eus an immortalite pehini a vez o ræt d'ar c'horf evit en ressuscita d'ar vuez gloriis.

Dre ar communion e recevomp, non pas hepquen gajou eus ar gloar, mæs t'hoas un erres eus ar bonheur éternel ; rac dre ar communion e teuomp en ur certen fæçon da bossedi ar memes madou hac eneou ar Barados, pa eo guir en ur communia e recevomp, e guirione hac e substance, divinite hor Salver pehini so unisset personalamant gant e humanite sacr.

Ouspen quemense, pa recevomp dre ar communion corf hor Salver, e teu da veza magadurez hon eneou, rei a ra dezo ur vuez divin, hac hep comparæson excellantoe'h eguet ar vuez pehini a gommunicas ar Man d'an Israëlitet ; ar vuez-ze, pehini a so communiquet d'hon eneou, a so buez hor Salver memes ; *an hini va receo-me er sacramant eus an auter, a vez o, abalamour din-me, adreiso-me.* Ha beza ouffemp-

ni caout pe imagina un dra ben-nâc capabloc'h d'hon renta tud divin, ha parconsequant d'hon renta eürus.

Pa guemeromp ar vagadurez divine gant an dispositionou necesser, e teu da zisec'ha an humorion sal eus a bassionou an den pere a so caus eus ar c'hlènvejou spirituel eus an eneou; etouffi a ra an ardeur eus ar goall inclinationou; arreti a ra an tan eus ar goler, hon degouti a ra eus a draou ar bed, trech'i a ra ar goal habitudou hac o distrudi memes aveichou antieramant. Chetu ase ar pez a sinifi ar c'hlaouen dan eus al lezen ancien pehini a voe digasset gant un AEI var an Auter, ha pehini e voe lequeet var muzellou ar Prophet Isai, en ur assuri dezâ penaus goude quemense e vige bet puirifiet eus e oll bec'hejou. Emàn eo ive ar banquet spirituel eus a behini e parlant deomp ar memes Prophet; emàn eo ar banquet eus a behini e tlie ar maro beza chasseet ha tolet en abimou evit james.

Pa en deus map Doue quement a vadelez evit en em rei deomp, ha d'hon treti gant quement a henor, ha ne hon deus-ni quet leac'h da gredi penaus an drouc sperejou a so spontet ha chasseet ac'ha-nomp; ha ne allomp-ni quet credi penaus ar sãent hac ar Sperejou eürus a so oud hon difenn hac oc'h ober vad deomp; ha penaus c'hoas an Tad eternel en deus carante evi-domp, pa eo guir ez omp quer cherisset gant e Vap unic. Ha ne deo quet hennez ur stad gloriis hac assuret; ha ne hon deus-ni quet leac'h da esperout pep tra digant un Doue pehini a ro deomp mer-cou quer sclær ha quer patant eus e garante en hon andret?

Er c'hontroll, ar re pere dre neglijanç ne gommunion nemet raramant pe autramañt ne allont quet tostaat ous ar gommunion abalamour d'o buez direglet, ar seurt-ze en em laca en danger da veza excumunu-guet ha chasseet eus a gompaigninez hor Salver epad an eternite; quitaat

a reont memes Jesus-Christ, hac en em briva a reont anezo o-unan eus a gompaigninez Jesus-Christ. Chelaouit ar menaçou a ra deomp map Doue, abalamour d'an dra-se : *ma ne zebret, emezàn, corf map den, ha ma ne eved e good, ne recevot quet buez ar c'hraç evit hoc'h eneou.* Buez ar c'hraç a so arauc buez ar gloar, ma n'hon deus quet buez ar c'hraç, e vezimp privet eus ar Yuez gloriis.

Piou bennâc a zeu d'en em briva eus ar gommunion, a zisquez dre eno penaus n'en deus quet cals a affection evit Jesus-Christ, pa eo guir, da guenta, ne fall quet dezâ práтика un dra quen agreabl d'hor Salver evel ma en deus e-unan lavaret deomp, evit ma o deus en desquet ar c'henta christenien digant an Ebestel, hac evel ma en lavar deomp c'hoas ar scritur sacr; d'an eil, an hini a zeu d'en em briva eus ar gommunion, a zisquez penaus n'en deus nemet yenien, cassopi hac eres e quenver hor Sal-

ver , pa eo guir ne fell quet dezâ caout communication gantâ. Sant Paul en deus prononcet ur setanç a excommunication ous ar re ne garont quet Jesus-Christ. *Piou bennâc, emezâ, ne gar quet Jesus-Christ, ra ve excommunuguet* , da lavaret eo , ra ve privet eus ar communion ar sânt , ha modisset gant an oll. Ha n'hoc'heus-hu quet aon ne goesse ar valediction ze var ho penn ? Leac'h oc'heus da grena , pa oc'heus quen neubeut a garante evit Jesus-Christ , ha pa refuset da vonet d'e gaout , èn pehini a so oud o quervel , hac o proposi deoc'h ho tili-vria eus hoc'h oll boaniou , ha rei deoc'h e zonezonou. *Me en lavar deoc'h , eme hor Salver , ne vezò quet unan eus ar re am eus pedet d'ar banquet , hac a zebro guenen-me* ; n'o devezo quet lod er sacramanchou pa o devezo ezom ; n'o devezo quet lod er blijadurezou eus an eternite eürus , pa eo guir o deus refuset ar voyenou pere a broposen dezo evit o gounez.

An antechrist a raï e oll effort evit distrugi an usaich eus ar sacramant an auter ; an drouc-speret en deus gret ar pez a alle ober dre an heretiquet ha dre e vinistret all , abaoue commançamant an ilis , evit distrugi ar memes sacramant. Diouallit da ober evel an drouc-speret hac an antechrist , diouallit da ampeich ous ar re-all da gominunia alies dre ho tiscourjou ha dre ho goall exemplou. En em zisfiet diouz certen tud pere na fell quet dezo communia alies , ha pere memes a zeu da ampeich ouz ar re all da dostaat ouz sacramant an auter , dre zigare a humilite. Ar seurt tud-ze a zo quen dangerous hac ar re a fell dezo distrugi an usaich eus ar communion. An dud honest hac ar gristenien vad a lavar deomp e rencomp tostaat ous ar communion gant an dispositionou necesser , mæs ne leveront quet deomp en em briva eus ar communion , nemet ur ræson particuler bennâc hon deffe. Beza ez eus

Sænt , evit guir , pere n'o d'eus quet communiet alies , mæs ne aler quet lavaret evit quemense o deffe ampechet ar re all da dostaad alies ouz sacramant anauter. Ar Sæntze o deus bet marteze un ampechamant bennâc , peautramant ar Speret-Santel , dre ur c'hraç special , en deus o c'hunduet dre henchou pere n'ez int quet anaveet gue-neomp , ha pere n'allomp quet practica ac'hanomp hon-unan. Ersin ar Sæntze o deus gret euvrou a biete pere o d'eus o dedomaget eus ar c'holl o deus gret eus ar c'hraçou pere o divige recevet en ur gommunia alies.

Sul-guelloc'h ma vezò ho tispisionou en ur gommunia , sulvui a sclerigen a recevoc'h digant an eol divin pehini so contenet er sacramant-ze , ha sul-vui ive e recevoc'h a ferveur digant an tan sacr pehini so ar garante memes.

Ho pet sonch ispcial da gaout ar burete a galon , bezit hep pec'het marvel hac hep affection d'ar pe-

c'het , rac anes quemense , ar vagadurez divin-ze a zeuffe da veza evi-doc'h ur poeson pernicius.

Leverit alies actou a feiz var ar pez a so contenet er myster adorabl-ze.

Tostaït gant ur c'hoant vrás da receo ho salver , da lavaret gant un desir bras d'en em unissa gant Jesus-Christ ho Roue ; tostaït gant un esperanç vrás da receo digantà e c'hraçou.

Ho pet gouscoude ur respet vrás ha santimanchou bras a humilité en ur gonsideri petra ez oc'h , ha petra eo an hini emoc'h o vont da receo.

Antretenit en ho calon un ardeur vrás ha sincer , evit trugarecaat an autrou Doue pehini en deus que-ment a garante en hoc'h andret.

Grit ho possubl evit degagi ho calon ha caout al liberte a speret , evit tenna ho sonjou hac hoc'h oll affectionou eus a draou ar bed-mâ , hac ho tibarassi eus an afferou tamporel.

Roït exempl vad, bezit evel ur c'christen mad, evit en em renta dign eus ar vagadurez celestiel pehini a recevet er sacramant eus an aufer, rac ar sacramant-ze a so ar sourcen eus an oll santeles.

En em gomportit evel un den pehini ne sonch nemet en Eê. An hini a zebr mel, a goll ar goud evit an traou-all; an hini a so caret gant ur Prinç bras bennâc, ne fall quet dezàn en em amusigant tud neant; an hini a so destinet evit an eon dre c'hajou ha dre un erres bennâc, evel ma eo pep christen, ne dle caout affection ebet evit traou an douar.

Ar sonjou hac ar santimanchoumâ a zui d'en em antreteni en ho calon dre ar gommunion frequent ha dre ar gommunication pehini o pezo gant Jesus-Christ cuzet din dan ar speçou eus ar sacramant, betec ar momet pehini a raï deoc'h ar bonheur d'en guelet faç-a-faç epad an eternite.

**NAVED MOYEN.**

Bexit devot d'ar Verc'hes.

AN devotion e quenver Mam Doue a so unan eus ar guella moyenou evi assuri hon eternite eürus. Des qui a reomp quemense dre ar scritur sacr hervez explication an Ilis, hac hini an tadou santel; quemense a zescomp c'hoas dre an experianç ha dre ar ræson memes.

Beza alfen rapporti amâ cals com sou eus ar scritur sacr, mæs en em gontanti a rân da rapporti ar pez a ve canet gant an Ilis quen alies gueich ma ve celebret ur gouel bennâc eus ar Verc'hes. *An hini a c'hounezo va graçou mad-me, a gavo buez ar c'hraç, hac a recevo e silvidiguez digant Doue.*

An Autrou Doue, eme Sant Bernard, en deus laqueet ar sourcen eus an oll vadou er Verc'hes Vari. Pa hon deus meritet graçou mad ar Ver-

Ar guir voyen

c'hes, hon deus cauet an tènsor eus an oll vadou. Chetu amâ ive ar pez a lavar Sant Anselm : *Birviquen, Guerc'hes sacr, birviquen ne vezo collet an hini a so guir devot deoc'h, ha pehini en deus meritet ho craçou.*

E pep amser eo bet anaveet, dre experianç, carante mam Doue e quenver ar re o deus fizianç enni. An dud ar vechanta, ar brassa pec'herien pere, gant glac'har d'o fech'ejou, o deus invoquet anesi, o deus, dre he intercession, meritet graçou mad an Autrou-Doue, ha recevet ez int bet etoues e vugale. Ar Verc'hes Vari a so bet ato invoquet e pevar c'horn ar bed evit hep seurt necessiteou quen spirituel quen corporel; e pep leac'h eo bet ato guelet, hac hirio memes e veler c'hoas mercou bras eus e madelez hac eus an autorite pehini e deus recevet digant Doue, particuliermant, en affer eus ar silvidiguez. Ar ræson eus a guement-mà a denomp eus a vadelezou ar verc'hes

d'en em savetei.

hac eus e gallout. Pa en d'eus un den bolonte vad en hon c'henver, ha pa en deus cals a autorite, e allomp esperout cals digantâ. Hogenen main Doue e deus cals madelez e quenver an oll dud; morse ne zeu d'hon treti gant rigol; hor mam gommun ez eo; pa eo guir e deus roet deomp ur Redemptor da behini e tleomp ar vuez. He c'harg hac he offic e intercedi evidomp ha beza hon advocades e quichen Doue, ha dre an diou galite-se, e brassa plijadur eo ober vad deomp, mæs beza e deus cals a madelez ha cals a garante e quenver an dud pere o deus un affection particulier evit-hi. *Me a gar, emezi, Ar re am c'har,* mæs carout a ra he servicherien fidel en ur fæçon extraordinal; mui a ra dezo evit ne receo diganto.

Ne allomp quet doueti ne ve caret ar Verc'hes gant Doue. An Tad eternel a gonsider anezi hac er c'har evel e verc'h dre excellanç; ar Map a respect anezi hac er c'har evel e

vam vad; ar Speret glàñ er c'har ive evel e bried santel. Pa eo caret evelse gant an tri ferson eus an Dreindet, ne allomp quet doueti ne desfe an oll gallout en Eon; ha parconsequant sur allomp beza e teu da obtensi evit e servicherien mad ha fidel, quement a c'houlen evit-o.

Mar consideromp he gallout, ar Chardinal Per Damien a lavar deomp e all pep tra en Eon hac en douar. Chetu amâ ive ar pez a lavar Sant Bernard en ur barlant eus e gallout hac eus he bolonte vad. Ar gallout, eme ar Sant-mâ, ne all quet mancout dezi quen neubeut hac ar volonté; rac credi a ellomp en deus Map Doue respet evit e Vam; credi allomp c'hoas penaus antraillou ar Verc'hes Vari, e pere charite Map Doue e deus reposet epad nao mis, a so bet chenchet antieramant en un affection a charite.

Ho pet eta devotion da Vam Doue, hac e viot assuret eus ho silvidiguez; mæs ret eo deoc'h caout ur guir devotion hac un devotion barfet.

Evit renta parfet ho devotion, e tle beza calonec ha constant; da guenta, ho devotion a dle beza calonec, da lavaret eo, er galon, ha non pas var bec an teaud hac en apparanç; ar pedennou hac ar praticou-all exterieur a dle proveni eus ur guir desir da blijout d'ar Verc'hes Vari; ne rit netra eus a gument a ouffe displijout d'ar Verc'hes, ha grit ato ar pez a ouzoc'h beza agreabl dezi. D'an eil, ho devotion a dle beza constant en hevelep fæçon ma ne zieuoc'h morse da goll couraich, na dre neglijanç, na dre gosni, na dre chenchamant a stad, na dre libertinaich.

Mar deo ur merq mad hac ur voyen evit en em savetei, beza devot d'ar Verc'hes, ur merq ive a reprobation eo dilezel hac abandoni he servich. Piou bennâc a zea da scuisa e servich Mam Doue, a zisquez dre enno penaus n'ema quet cals e poan gant e silvidiguez; disquez a ra da viana penaus ne gred quet e alse an devotion-ze servi-

chout dezàn. Ur merq a infidelite , ur merq a yenigen hac ur merq a neu-beut a affection e quenver mam Doue eo quitaat ar praticou santel da bere hon deus en em angaget dre ur santimant a affection evit-hi. Ar ferveur pehini en deus un den pa antren e servich Mam Doue , a zeu digant ar Speret-Santel , hac a so agreabl bras da Jesus-Christ da behini e plich cals an honor a renter d'e Vam santel. Ar ferveur-ze ive a zispos an ene da receo benedictionou bras eus an Eon. Er c'hontroll , pa zeu un den da neglja an devotion e quenver ar Verc'hes , an dic'hoantamantse ne all beza inspiret deomp nemet gant un drouc-speret , ha capabl eo da denna coler an Autrou-Doue var un ene , ha da denna ive varnezi maleuriou tamporel ha spirituel.

Beza eller practica an devotion e quenver Mam Doue , e meur a fæçon , dre ar beden , dre an aluzennou , dre ar yuniou , dre an absjnanç ha dre bep seurt mortifica-

tionou corporel. Chetu amâ ur fæçon bennâc æz hac util meurbet evit en em gonsacri da servich ar Verc'hes.

Ar c'henta hac ar principala eo en em gonsacri da servich ur Brinces quer bras , evit ma tui d'hor c'consideri evel e bugale , ha dre ar gonsideration-ze da accordi deomp he frotection ; beza allomp practica que-ment-mâ dre un donæson a galon ; mæs ar guella eo ajouti ur merq bennâc exterieur pehini a zigasso deomp sonch eus ar bromessa hon deus grêt dezi hac eus ar respet a dleomp caout evit-hi ; beza eus certen tud pere a guemer ar Scapuler ; lod-all en em laca e breuriez ar Rosera hac o deus ato ur Chapelet gant-o ; beza ez eus tud mesmes pere o deus chaden an esclavaich ; beza ez eus c'hoas re-all pere a zoug dindan o dillat , e quenver o c'halon , an imaich pe ar veta-len eus ar Verc'hes. Mæs ar guella eo lacaat un daulen pe un imaich eus an Itron Varia er sclærra plaç

eus ar gambr pe eus an ty e pehini e chomomp , ha quemer un devez evit en em offri hac en em gonsacri gant hon domestiquet , gant hon madou ha gant hon oll afferou dar Rouanez ac eon hac an douar , en ur lavaret penaus e anavezomp anezi evit ar Vestres souveren eus a guement tra aparchant ouzomp . Goude-ze , en ur antreal er plaç e pehini e ma exposet an daulen , sellit ouzi hac e saludit en ho callon ; pedit-i ive da rei e benediction da guement tra hoc'h eus da ober.

Mad eo celebri an oll goueliou eus ar Verc'hes evit en em lacaat en etat , dre ur gonfession vad , da barissa dirazi gant ar burete a c'houlen digant he guir bugale ; beza eller goulen diganti ur chraç hervez ar goël a zelebrer. Da voël ar Gonception , da lavaret eo , da voël Maria an Azvent , e allomp goulen diganti ar c'hraç d'en em breservi diouz pep pec'het actuel , evel ma eo bet e-unan preservet

dious ar pec'het original. Da voël an Assomption , da lavaret eo , da da voël Maria antereost , e allomp e fedi da obtensi deomp ur maro mad evit beza recevet er gloar , hac evelse eus an oll goëliou-all eus ar bloas.

Ar sadorn a so destinet evit enori Mam Doue , hac evelse ne dleomp passeal sadornvez ebet , hep reï dezi ur merq bennâc particulier eus hon devotion en he andret ; ar guella merq eo an abstinâç , an aluzen , peautramant pedennou extraordinal.

Bemde diouz ar mintin , saludit ar Verc'hes ha gouennit outi e frotection evit miret ne gouezzoc'h e pec'het ebet epad an devez-ze ; pa sono an horolaich , leverit an AVE MARIA evit e fedi d'hoc'h asista en heur eus ho maro ; leverit bemnos litaniou ar Verc'hes evit goulen diganti ar c'hraç da echui mad ho buez ha da gaout ur maro mad.

Mar pratiquet an devotionou-

mâ , ho pezo leac'h da esperout penaus e viot caret gant Mam Doue ; esperout a ellot penaus e tui da brouri deoc'h un eternite eürus , hervez ar santimant commun contenet er c'homsoù-mâ :

Servicher pe servicheres Mari ne berisso birviquen.

DECVET MOYEN.

Bezit devot da Sant Joseph.

DIFFICIL eo beza devot da vam Doue , ma n'hon eus ur santimant bennâc a zevotion evit he fried . Goude ar Verc'hes , sant Joseph eo ar puissanta protectour a alfemp caout evit avanç en hent eus hor silviduez .

Sant Joseph a so Tad d'hor Salver ; an Tad eternel en deus partaget an hano gloriuz-ze gantâ ; Tad eo d'hor Salver evit beza èn maguet ha conservet dezâ ar vuez dre e sourci ha dre e boanniou ;

Tad eo d'hor Salver rac ma eo pried da Vari , ha quement a apparchant ouz Mari , a apparchant ives ouz sant Joseph . Mæs Tad eo particulieramant d'hor Salver dre an autorite en deus recevet , pehini a ra dezâ ar guir da gommandi d'ar Verb eternel , evel ma en deus un tad ar guir da gommandi d'e vap . Derc'hel a ra var an douar plaç an Tad eternel pehini en deus èn choaset evit commandi d'e vap , evit commandi da un den Doue ; hac evelse Map Doue a so obliget da senti outâ ; pried eo d'ar Verc'hes ha dre-ze en deus ar plaç hac an autorite eus ar speret Santel ; par consequant ar Verc'hes e deus evit sant Joseph mui a garantez eguet evit an oll dud assambles . Guelit bremâ peguer bras eo autorite sant Joseph , pa eo guir e all commandi da Vap Doue pehini a gommard d'an oll AElez , ha pa eo guir c'hoas ez eo respectet gant ar Verc'hes pehini a so Rouanez ar bed .

Mæs mar d'eo carantes Mam Doue ar sourcen eus an oll grācou pere a recevomp digant ar Speret-Santel ; mar eo obliget Jesus-Christ da garout e Dad dreist an oll dud goude e Vam santel ; Mar d'eo bet choaset sant Joseph gant an Tad eternel ha gant ar Speret-Santel evit derc'hel o flaç var an douar, pe seurt grācou ha privilegiou n'o deus quet roet da sant Joseph an Tad Eternel hac ar Speret-Santel, ar Verc'hes d'he fried hac ar Map d'e Dad biniguet, evit souten an autorite en deus recevet da veza tad da un den Doue ha pried da vam un Doue.

Mar deo bet Sant Joseph quer puissant var an douar, ne deo quet neubeutoc'h en Eê e leac'h ma conserv ato ur certen autorite var Jesus-Christ ; ha pa en deus Map Doue er c'honsideret ato var an douar evel e Dad, n'en devezo quet tennet digantâ en Eê ar pez a ra e vrassa gloar. Joseph a so ato pried da Vari, Mari a so ato mam da Jesus, hac

evelse Jesus a so ato map da Joseph Peguer puissant eo eta intercession Sant Joseph ! Ar map hac èn ell refusi un dra bennâc d'e dad ? Ha ne allomp ni quet lavaret amâ eus a sant Joseph ar pez a lavar an Tadou santel eus ar Verc'hes , penaus pa c'houlen un dra digant e vap, ne c'houlen quet en ur bedi, mæs en ur gommandi ; rac ur map mad a guemer pedennou e dad evit gourc'hemennou. Mari ne all ive refusi netra d'e fried , ha memes ar guir he bried a rent anezâ en ur certen fæçon mæstr eus ar pez a apparchant ouz ar Verc'hes pehini a so ur sourcen a c'hraç ha da behini eo confiet an tènsor eus a c'hraçou ar speret-santel.

Pebes sujet a gonfianç evit ar re o deus devotion evit ar Patriarche sant Joseph! Jesus en deus re a garantez evit e dad, ha Mari a guemer re a interest evit e fried , evit lavaret e teuffent da abandonni ar re a so dindan protection sant Joseph. Santes Theresa a assur deomp , el

leor eus e buez , penaus e deus ato
obtenet quement e deus gouennet
dre intercession sant Joseph. Assuri
a ra isperial penaus ar re o deus
c'hoant d'en em applica d'an oræ-
son , a dlie caout cals fizianç ennâ ,
ha penaus e assistanç a so unan
eus ar guella moyenou evit beza
diguemeret mad gant Jesus-Christ.
Ma ne fall quet deoc'h va c'hredi ,
eme ar Santes-mâ , grit an expe-
rianc hoc'h-unan , hac e velot sou-
den peguer bras eo e brotection e qui-
chen Doue ; chetu perae e lavarre
sant Thomas e receive ar sœnt-all
graçou evit o c'hommunica d'an
dud , mæs penaus gallout sant Jo-
seph a so quer bras ma ell rei gra-
cou evit soulagi ha sicour quement
hini a zeufe d'en em adressi dezà ,
ha penaus c'hoas e care hac e pro-
tege anezo eguis un tad mad.

An dud yaouanc isperial a dle en
em lacaat dindan protection sant
Joseph ; ne ouffent birviquen beza
guell recommandet , pa eo guir pe-
naus an Tad Eternel en deus roet

dezàn ar sourci eus e vap , hac ous-
pen pa ez omp breudeur da Jesus
ha bugale da Vari , ne all quet re-
fusi deomp e brotection.

En em adressit da sant Joseph en
hoc'h oll necessiteou ; *It da gaout
Joseph* : en em laquitt dindan e
brotection evit ma quemero sourci
eus ho silvidiguez. Mar fell deoc'h
obteni ur c'hraç bennâc digant
Doue , *It da gaout Joseph* : mar
fell deoc'h beza mignon da Jesus
ha da Vari , *It da gaout Joseph* ;
sant Joseph ho cunduo dezo : Jesus
ha Mari ne allint birviquen ho re-
buti pa viot presantet dezo gant
sant Joseph.

UNNECVET MOYEN.

Bezit devot d'oe'h AEl-mad.

CERTEN ez omp penaus an ælez-mad
o deus recevet urz digant Doue , da
sicour an oll dud en affer eus ar
silydiguez. Ne allomp quet doueti

eus ar virionez-ze, nemet doueti a raffemp eus an oll guirioneou all pere a so contenet er scritur sacr. Ar Roue David a lavar, *Doue, emezâ, en deus commandet d'e ælez ho tiouall e pep leac'h.* Sant Paul a lavar ive penaus an oll ælez a so digacet gant Doue evit servicha an oll dud hac evit o sicour den em renta capabl da bossedi an heritaich eus o zad celestiel, da lavaret eo, ar vuez eternel.

An oboissanç pehini a dle ar spe rejou eurus da Zoue, a so caus ma teuont d'hon asista petra ben-nâc ne veritomp quet an honor-ze. Ar pez a so sur, sul-vui hon devezo a affection hac a respect evito, sul-vui o devezo a gouraich hac a joa d'hôr sicour. Mar caromp an ælez, e vezimp c'hoas muyoc'h caret gan-to; rac leun ez int a vadelez hac a generosite. Ar scritur sacr, histor an ilis a so carguet a exemplou dre bere e velomp sclær peguer bras eo bet faveuriou an ælez hae o c'harantez e quènyer ar re o deus bet

sourci d'ho henori ; bezit sur penaus, mar hoc'h eus devotion evit hoc'h ael gardien, en devezo ur sourci particulier eus ho silvidiguez.

Chetu amâ un abrege eus ar pez a ellit da ober evit renta dezân ho tever hac evit meritout e c'hraçou mad. Songit ennâ alies pe evit e rspeti, pe evit o invoqui caret; anezân, ha grit hoc'h oll effort evit e imita. Evit pratica quement-mâ, chetu amâ ar pez a dleit da ober.

Da guenta, diouz ar mintin pa viot dihunet, songit en hoc'h ael gardien pehini en deus ho tiouallet epad an nos, ha pehini en deus ho preservet dious cals a maleüriou pere alle erruout gueneoc'h en ho corf pe en hoc'h ene e queit ha ma edoc'h coussuet.

En ur visca ho tillat, respectit hoc'h ael-mad, mirit ar vodesti, ho pêt sonch emâ presant dirazoc'h ha penaus ema o sellet ouzoc'h.

E commançamant an Oræson, pedit hoc'h ael-mad da bedi assambles gueneoc'h ha da bresanti ho pedennou da Zoue.

En hoc'h oll actionou, pedit hoc'h
ael biniguet da accordi deoc'h e
brotection ha da rei deoc'h ar scler-
igen hac an inspirationou necesser
evit en em gomporti er vad.

En ur sortial eus ho ty, en em
recommandit dezàn, principalamant
mar hoc'h eus da vont en hent,
leverit dezàn e pep rancontr :

*Ael biniguet, va frotectour,
Var an douar ha var ar mor,
Va diouallit en dangerou,
Hac ouz an oll drouc-sperejou.*

Mar hoc'h eus un affer bennâc
gant ur re, mar d'eo ispcial un
affer fachus, pedit hoc'h ael - mad
da sollicita ael gardien ar personaich
gant pehini hoc'h eus affer, evit
ma teuint o daou da venagi speret
ar personaich-se ha da rei dezàn
inspirationou mad.

Pa sono a horolaich leverit : *Va
ael biniguet, va sicourit bremâ hac
en heur eus va maro.*

Diouz an nos, ho pêt sonch da
drucarecat hoc'h ael gardien eus
ar sourci en deus bet ac'hanoc'h

hac eus an oll servichou mad pe-
re en deus rentet deoc'h epad an
devez - ze.

En ur zivisca ho tillat, ha pa
viot en ho quele, ho pêt sonch
eus ar respet a dleit dezàn.

Ha generalamant en hoc'h oll ac-
tionou, ne rit netra a guement a ouffe
displijout dezàn ; tec'hit diouz ar pec'het
ha diouz ar goall gompaignunez.
Rac mar consantit d'ar pec'het ha mar
frequentit goall gompaignunez, e tui
d'en em zegouti ac'hanoc'h, n'en
devezo quet a blijadur en ho com-
paignunez, ne gonsiderfe hoc'h ac-
tionou nemet evit hoc'h accusi ha
goulen justiç; dont a raffe martese
memes d'en em scuisa quement
eus ho buez direglet, ma teuffe
da c'houlen ouz Doue avanç ho
maro evit beza dilivret eus a boan
a raffac'h dezàn en ur zisprijout e
gompaignunez hac e avisou mad.
En em gomportit eta en hevelep-
façon ma tui d'ho caret ha da
gaout plijadur gueneoc'h. Profita
a reot eus a guemense epad ho

puez ha particulieramant en heur
eus ho maro.

D'an eil, choasit certen amzeriou
eus ar bloas evit e enori hac evit
disquez dezàn ar garantez hoc'h
eus evitâ.

Da bep sizun d'ar meurz, leverit
ofiç an aël-mad pe al litaniou, peau-
tramant leverit ur beden all ben-
nâc en e enor : e commançamant
pep mis cresquit ho devotionou en
e andret.

Bep bloas da guever an devez ma
oc'h bet ganet, grit un dra beñâc
en enor d'hoc'h AEl gardien ; com-
muniet mar d'eo possabl deoc'h ;
trugarecaït an Autrou-Doue da veza
roet graçou d'hoc'h aël-mad, da
veza roet dezàn ar berseveranç hac
an ners da resista ouz an drouc-
ælez pa en em revoltas Lucifer ; ho
pêt sonch ive da drugarecaat an
Autrou-Doue eus ar gloar en deus
roet dezàn evit recompansi e fidelite.

Ho pêt sonch c'hoas da drugare-
caat ar vadelez divin da veza roet
doc'h ur prinç eus e bales evit beza

ho gardien hac ho conseiller; evit
ho consoli, ho cundai, ho protegi
hac ho tifén en oll dangerou eus
ar vuez-mâ.

En em rejouisset gant hoc'h AEl-
mad eus ar gloar en deus recevet,
ha trugarequait anezà eus an oll
servichou mad en deus rentet deoc'h
abaoue ma ez oc'h ganet, eus an
oll sourci a guemer ac'hanoc'h,
hac eus hoc'h oll afferou. Pedit
anezàn da gontinui e offiçou mad
en ho quènver ar rest eus ho buez,
ha particulieramaut d'hoc'h assista
en ho clènvet diveza, d'an heur eus
ar maro ha pa rencot parissa e juja-
mant Doue. Prometlit dezâ an oll
fidelite hac an oll respet ma vezo
possupl deoc'h ; prometlit dezàn e
viot anaoudec mad eus e oll ser-
vichou.

D'an drede erfin, grit ho possupl
evit en em renta hènvel outâ, en
ur imita e vertuziou, rac mar
beac'h hènvel outâ, en devezo mui
a garante hac a sourci ac'hanoc'h.

Grit ho possupl evit imita e biete;

carout a ra Doue ; hac ato ema o sonjal e Doue ; songit ive alies e Doue , ha leverit alies actou a garante ; bezit oboissant evel ma eo hoc'h AEL-mad , pehini a zeu ato da senti ouz Doue hac ouz an ælez pere a so superioret dezàn.

Bezit douç ha patient ; bezit douguet d'ar garantez , hac ato prest da ober ar mad. Beza en deus hoc'h ael gardien un douçder hac ur garante vras evidoc'h. E pep occasion a ra vad deoc'h , suporti a ra ho defautou gant ur batiantet admirabl.

Dre an humilite en deus quendalc'het hoc'h ael-mad e graç Doue , hac en deus meritet ar gloar eus a behini ez eo bremâ curunet , evel ma eo bet an orgouil caus eus a valeur lucifer hac eus a valeur an Drouc - ælez - all. Mar fell deoc'h beza eürus gant hoc'h ael-mad , bezit humbl evcltâ.

Ar pec'het a impurete e zisplich cals dezâ. Bezit pur ha chast en hoc'h oll songesonou , en hoc'h oll

gomsov , hac en hoc'h oll actionou . Evit allout antreteni en ho speret . ar sonch eus hoc'h ael - mad ; evit disquez dezàn ho carantez en e guènver , hac ar gonsianç hoc'h-eus en e vadelez , hac evit caout sonch da imita e vertuziou desquit din- dan evor ar c'homzou-mâ pere a ellot lavaret e pep rancontr , hac en hoc'h oll difficulteou :

AEL biniguet , va frotectour , na va dilezit jamæs , va c'hunduet ato , roet ar sclerigen d'am speret , va sicouret en affer eus va silvidiguez , hac inspiret din bepret an dezir da ober ar vad.

DAOUZECVET MOYEN.

Soulagit an eneou eus ar Purgator.

H a pa ne hon deffe interest ebet da soulagi an anaon , ar gompas-

sion pehini a so naturel deomp , hon never ha carante Doue a so resoniou suffisant evit hon angagi da rei sicour dezo.

I. An eneou-ze a zo priejou da Jesus-Christ dre ar c'hraç , templou d'ar Speret-Santel , ha rouanezet eus an Eon. Outo e apparchant an Eon , assuret ez int da bossedi un devez ar Barados , pa o deus èn goueet dre ar victoriou pere o deus ramportet var an azrouant ha dre ar vuez santel pehini o deus cunduet var an douar. Gouscoude ar priejou-ze da Jesus-Christ a so obliget da veza separer diouz o fried en amzer ma edont o vont d'en em unissa gantâ , ha d'en garout epad an eternite. An eneou paourze , destinet evit ar scläerigen eter- nel , a so dalc'het en devaligen eus a brison ar purgator. Ar rouanezet- ze eus an Eon a so o gemissa e creiz un tan pehini ne d'eo quet disteroc'h eguet hini an ifern. Souffr a reont e creiz ar flammou-ze hep sicour ebet , hep allout en em sou-

lagi o unan , casi abandonet gant Jesus-Christ o fried , pehini a zeu d'o ecarti eus e bresanç , a pehini a seblant o disprijout hac o ancounec'haat ; ato gouscoude emaint o c'hortos ar momet evit e velet hac en em unissa gantâ . Jesus-Christ a seblant o zreti evel esclavet hac evel eneou criminel , en ur o derc'hel en ur prison têval , ha quasi hèn- vel ous ar prison e pehini eo dalc'het ar sperejou reprovet. Mar domp touchet en ur velet ur prinç maleürus privet eus e oll autorite , pe seurt santimant a dleomp - ni caout evit ar rouanezet-ze eus an eon pere a so e creiz ar flammou ha pere a dleffe beza e creiz ar gloar.

II. An eneou-ze a so hon tadoù , hor mammou , hor breudeur , hor e'herent , hor mignonet pere a so o tevi er flammou-ze. Gouzout a reomp penaüs o deus offancet an Autrou Doue ; gouzout a reomp ive penaüs an Autrou-Doue a zeu da bunissa , goude ar maro , ar pec'he-

jou memes ar re zistera , hac evelse leac'h hon deus da gredi penaus ez int c'hoas redevabl d'ar justiç divin . Ha pa ve guir penaus ne hon deffe er purgator na car na mignon , gouscoude beza rencomp sonjal e vezimp un devez unisset gant an eneou -ze er barados .

III. N'ez eus netra faciloc'h eguet soulagi eneou ar purgator . Ur beden lavaret gant devotion , ur yun , un offeren chelaouet mad , peau-tramant un offeren pehini ho pezo gret lavaret evit an anaon ; un aluzen memes a ell soulagi eneou ar purgator epad meur a vis ha meur a bloaves . Beza hon deus etre hon daouarn rançon an eneou paour-ze , da lavaret eo goad Jesus-Christ er sacramanchou , ha particuliermant er sacrific eus an offeren .

Evelse ive eneou ar purgator a zeu ato d'en em adressi deomp-ni , rac nemet digueneomp-ni ne allont esperout sicour . Ato emaïnt o criail deomp da gaout truez ouz o maleur ; pedi a reont ac'hanomp d'o

dilivra eus ar flammou , en ur asten o divreac'h deomp . Uguent bloas so martese , pe dregont , pe zaou-uguent memes ma emaïnt o lesqui e tan ar purgator , ha sortiet e vi-gent bet eus ar flammou -ze pell amser so , ma hon divise bet sonch d'o sicour . *Ho pet truez ouzomp-ni , a lavar an eneou paour-ze , ho pet truez-ouzomp-ni , c'hui da viana va mignonet.*

Hac insansibl e vezimp -ni da ur beden quen truezus ; ur map hac èn ouffe lezel e dad da zevi ; ur mignon hac èn ouffe abandoni e vignon e creiz ar flammou , pa ell en dilivra . Ret eo renonç d'ar feiz ha d'an oll santimanchou na-turel , evit ancounec'haat eneou ar purgator .

IV. Mar soulagit an eneou eus ar purgator , an eneou eus ar barados o devezo obligation deoc'h rac eneou ar barados a zeu d'en em interassi evit dilivranç eneou ar purgator . An ælez hac ar sœnt a gonsider anezo evel o c'hompa-

gnunezed , ha ne zesiront netra muioc'h eguet o guelet er barados assambles ganto. Ar verc'hes Vari pehini so ar Vam a visericord , & c'har evel e vugale ; mæs Jesus-Christ a gar anezo en ur façon particulier , pa eo guir ez int e briejou evit pere en deus ur garante infinit. Guir eo penaus e justiç en oblich d'o derc'hel er flamhou , mæs poan en deuz ouz o guelet ecartet eus e bresanç. E visericord a glasq partout ur re bennâc evit arreti e justiç , drese ive en deus roet deomp e goad precius evit rançoni an eneou paour-se ; pedi a ra memes ac'hanomp da rei soulaiç dezo. Mar greomp an dra-se , e promet deomp recompançou caër. Rac ma ne ve guir quemense , an Ilis , pehini a so cunduet dre sclærigen ar Speret-Santel , ne zeuffe quet d'hon exorti d'o dili-vra , ha memes inutil e ve neuse accordi induljançou evit soulagi an anaon. Ouspen quemense , mar dili-vret un ene bennâc eus a dan ar

purgator , caus e viot eus ar gloar a rento an ene-ze da Zoue en eon , rac eneou ar Barados a so ato o lavaret an actou a garante hac a adoration dre bere emäint ato o meuli ha glorifia Doue en ur façon cals parfetoc'h eguet ar brassa Sänt var an douar.

V. Pebes bonheur evidoc'h da veza procuret da Zoue quement a c'hloar , da veza rentet dre Jesus-Christ e briejou goloet eus a sclerigen ar Barados , da veza tennet eus a gap-tivite ar rouanezet-ze eus an eon , da veza laqueet dezo ar gurunen var o fenn , da veza o laqueet e possession eus o rouantelez , ha da veza o zennet eus ar flamhou ar purgator evit o c'hundai d'an eü-rusdet eternel.

VI. Diouallit da gredi e ve ar charite-ze inutil deoc'h ; rac en ur zili-vra eneou ar purgator , e teuomp da gaout mignonet en eon , pere e creis o flijadurezou infinit , ne allont quet sonjal en o bonheur hep sonjal er memes amser er re

da bere o deus obligation , hac hep
pere e vigent c'hoaz e tan ar pur-
gator. Pebez carante n'o deus quet
an eneou-ze evit ar re o deus o
dilivret ; ober a reont o fossabl
evit procuri dezo ar memes bon-
heur eus a behini e jouissent ! O
ælez-mad an oll Sänt eus ar bar-
dos a zeu ive d'en em interessi evit
ar re o deus dilivret an eneou-ze ;
pedi a reont oll an Autrou Doue
da gaout truez outo , hac evel ma
santont e pep momet an effejou
eus a vadelez Doue , evel - se ive
emaïnt e pep momet o intercedi
evit ar re o deus o dilivret !

Pebez bonheur , pebez consola-
tion evidomp pa hon deus e qui-
chen Doue protectourien quer puis-
sant pere a so obliget , nemet eneou
ingrat e vent , da gaout ur sourci
particulier eus hor silvidiguez ! leac'h
hon deus da esperout pep-tra di-
ganto : mar rencomp passeal dre
flammou ar purgator , petra ne
raïnt-ii quet evit hon dilivra ? Ha
pa ve guir penaus e teuffent d'hon

ancounec'haât , Jesus-Christ o friet
ne all quet sonjal en eneou-ze hep
sonjal er memes amser er re o
deus o dilivret .

VII. Mar ez omp eta touchet dre
gompsonn evit eneou maleürus ;
mar hon deus c'hoas un amitie
bennâc evit ar re o deus roet
deomp ar vuez , mar hon deus truez
ouz hor breudeur hac ouz hor mi-
gnonet , mar hon deus carantez
evit Jesus-Christ , evit ar Verc'hes
hac evit ar Sänt , mar caromp hon
interest , greomp hon oll effort evit
soulagi an eneou paour-ze pere a so
o asten deomp ho divreac'h , hac
ouz hon suplia da rei dezo an dorn
evit o zenna eus ar flammou gre-
vus , hac o renta d'o fried . Pedi
a reont ac'hanomp da intercedi
evito e quiwen Doue ; rac sansi-
ploc'h ez int da goler an Autrou-
Doue eguet d'an oll flammou eus
ar purgator . Rentomp eta ar bli-
jadur-ze hac ar gontantamant-ze da
Jesus-Christ o fried , d'ar Verc'hes
o mam ha d'ar Sänt pere a zesir

o guelet en o compaignuez.

VIII. Evit soulagi an anaon , e allot diouz ar mintin offri da Zoue evit ho soulajamant , hoc'h oll actionou eus an devez-ze dre intercession ur Sant bennâc pehini a guemerot evit fatron hac hoc'h hini ; renouvelli a reot a amser-da-amser epad an devez-ze , an offranç ho pezo grêt diouz ar mintin , hac ispi-cial pa gavot ul labour difficil bennâc ; un devez e allot offri hoc'h actionou evit an anaon abandonet , un devez-all evit an eneou pere a so tost d'o dilivranç , un devez-all evit an eneou evit pere ez oc'h obligeat da bedi , etc. Mar grit quement-mâ , e recevot an oll graçou pere a virit un action quer santel , dre ar charite-ze memes ho pezo mui a verit.

Ouzpen an offranç general-ze , e allot c'hoaz offri da Zoue un action bennâc a biete evel ma eo ur vortification pe un aluzen bennâc , etc. Mar grit an aluzen d'ar paour abalamour da Zoue , Doue a vez

neuze obliget da assista ho querent en o afflictionou.

Quemerit un amser bennâc evit allout reconcilia an eneou paour-ze gant ho fried , ha leverit ur beden bennâc evit appæsi coler an Autrou-Doue ; pedit ar Verc'hes , ar Sænt hac an oll Ælez d'hoc'h assista evit obteni ar c'hraç-ze d'an anaon. An offeren eo ar guella amser pehini alfeimp choaz evit ho soulagi , rac epad an offeren Jesus-Christ a so var an auter , en em offri a ra d'e dad evit goulen digantà misericord evit an eneou paour-ze.

Mar fell deoc'h enori ur Sant bennâc pe ar Verc'hes , pe hor Salver , pe an Drindet santel , grit ho possupl evit dilivra eneou pere a so bet quer fidel dezo ; an affec-tion-ze a vez agreabl bras da Zoue , d'ar Verc'hes ha d'an oll Sænt , hac obliget e vezint d'en em interessi evit o silvidiguez , pa eo guir penaus e quemeret hoc'h-unan quement a interest evit eneou pere a garont quement. Pratica ellot an dra-mâ

ispicial un devez goël , evit ma allo
an eneou paour-ze mont d'an Eon
da celebri ar goël-ze , ha da aug-
manti ar joa eus ar Barados. An
eneou pere o pezo dilivret a reparo
ar fautou o pezo commetet e cele-
bri ar Goëliou - ze.

TRIZECVET MOYEN.

*Jugit pep-tra hervez ma viot juget gant
Doue d'an heur eus ar maro.*

CETU amâ unan eus an assura hac
eus ar guella moyenou evit assuri
hor silvidiguez.

An discourjou eus a certen per-
sonaichou gant pere e vevomp , o
exempl, ur certen complezanç evito ,
a so caus ma teuomp da jugi en
tu controll eus a draou ar bed-
mâ ; certen tud leun a bresomp-
tion hac a vanite gant ar c'hoant
da blijout d'ar re-all ha da veza
estimet ganto , a zeu da guemer
opinionou particulier , evit disquez

ez int capabl d'o souten ; heulia a
reont ato o santimanchou gant aon
ne zeuffe ar re-all da sonjal e vent
bet tromplet ; aveichou c'hoaz an
heres hac ar valiç ouz ar re-all ,
peautramant un affection direglet
evit certen personaichou , evit o fli-
jadurezou pe evit madou ar bed a
a zeu d'hon dalla en hevelep-fæçon
ma quemeromp ar mad evit an
drouc hac an drouc evit ar mad.
Erfin hon lachentez , an aon d'en
em briva eus ur gommodite bennâc
a ra deomp jugi eus a draou ar
bed-mâ en ur fæçon controll d'ar
fei , d'ar ræson ha d'ar squiant
mad.

Chetu amâ ur voyen excellant
evit jugi pep-tra gant furnez , hac
evit miret ne viot tromplet e que-
mense ; pa reot un action bennâc ,
barnit hoc'h action evel ma viot bar-
net hoc'h - unan gant Jesus-Christ
pa rencot parissaâ diraz da heur
ar maro.

Ræson an den a so aveichou quen

dallet gant ar c'hoant d'en em vengi, ma songer penaus eo permetet ober un action, petra bennâc an actionze a so criminel dirac Doue. Tud ar bed a sonch dezo eo permetet tenna ræson eus ar re pere o deus hoc'h offanset, evit arreti ar goler hac etouffi an drouc hac ar valiç en ho calon, en em servichit eus ar remed-mâ ; songit mad ha c'hui a vezò recompanset pè bunisset gant Jesus-Christ da veza maltretet ur re bennâc.

Mar c'hoare gueneoc'h caout ur proces pe un affer fall bennâc songit a c'hui a dle o antreteni pe o abandoni, songit a c'hui a vezò approuvet ha recompanset gant hor Salver en Eon da veza commandet ar proces-ze hac an affer fall-ze, ha da veza roet chagrin d'ho nessa.

Quemerit ar reglen-mâ en hoc'h oll actionou, ha certenamant ne viot quet tromplet. Pa vezò question deoc'h da choas ur stad a vuez, da guemer ur garg bennâc pe da ober ur c'hampagn var mor pe

var zouar, quemerit ar reglen-mâ, en em servichet anezi, ha dre ar voyen-ze e anavezot bolontez Doue. Ma ne bratiquet quet quement-mâ e viot un den dall ; impossupl e vezò deoc'h anavezout ar voyenou pere a so necesser deoc'h evit ober ho silvidiguez.

Ar gompagnunez, an occasion, an dentation a so ouz hoc'h angagi da vont d'an dançou, d'an davar-nou, d'an nosveziou, etc. Enouet ez oc'h gant un devotion bennâc pehini hoc'h eus quemeret ; scuizet ez oc'h gant al labour pe gant un occupation honest bennâc ; c'hoant hoc'h eus da vont d'ar c'hoariou, d'an divertissamanchou, d'ar bro-menadennou ; desirout a rit caout cher vad ; c'hoant hoc'h eus d'en em rei d'al libertinaich ; en em servichet eus ar reglen-mâ, mar hoc'h eus c'hoas ur santimant bennâc a religion : songit petra lavaro deoc'h Jesus-Christ pa viot barnet. Ha gourdrouzet e viot-hu gantâ ? ne rit quet eta an action-ze. Ha son-

Ar guir voyen

jal a rit-hu e viot approuvet gantâ,
grit-hi hep aon ebet.

Beza allit c'hoaz en em servicha
eus ar reglen-mâ evit an actionou
pere a so dija gret. Ha gouzout a
fell deoc'h-hu pe vad pe fall eo
ar pez hoc'h eus gret? Laquit hoc'h
action e balanç justiç Doue. Ha
sonjal a rit-hu e reoc'h plijadur da
Zoue mar grit an action-ze; ha
sonjal a ra deoc'h-hu e viot meu-
let gantâ eus a guemense? Mar
sonch deoc'h an dra-ze, en em
gonsolit ha quemerit couraich. Mæs
er c'hontroll, mar hoc'h eus aon da
veza gourdrouzet gant Doue, gou-
lennit pardon digantâ, grit pinigen,
ha ne rit mui an action-ze.

Mar pratiquet ar reglen-mâ, e
teuoc'h d'en em gomporti var an
douar hervez bolontezi Jesus-Christ;
cundai a reoc'h ur vuez christen
ha divlam; n'o pezo quet leac'h da
gaout aon pa rencot parissa dirac
tribunal an Autrou-Doue, hac erfin
assuret e viot antieramant eus an
eternite eürus.

PEVARZECVET MOYEN.

*Reglennou a brudanç evit anaout ar
mad hac an drouc.*

P_A fallo deoc'h anaout pe vad pe
fall eo un action, chetu amâ ar
pez a dleit da ober. En em laquuit
e presanç Doue, gouennit digantâ
ar sclærigen evit anaout ar virio-
nez, ha goudese songit mad e que-
ment-mâ, ha grit ar gouennou-mâ
deoc'h hoc'h-unan :

“ Ma ve Jesus-Christ visiblamant
“ dirazon ; ma ve ar Verc'hes pe
“ va æl mad o sellet ouzon, ma
“ c'houlenfen diganto o avis var an
“ affer-mâ, petra lavarfent-hi din-
“ me ? Hac approuvet e ven-me
“ ganto ? Ha tamal a raffent-hi
“ ac'hanon-me ? Ha recompanset e
“ ven-me gant Jesus-Christ eus an
“ affer-mâ ? Ha gourdrouset e ven-
“ me gantâ ?

Gouennit c'hoaz digueneoc'h ho-
c'h-unan : “ Piou en deus va la-
“ quet-me da ober an action-mâ ?

“ Ar Speret - Santel pe an drouc-speret? Ar bed pe ar c'hic? Evit petra e ràn-me an action-mâ? Hac e ober e ràn-me evit plijout da Zoue? Pa vezo gret an draze, ha plijadur en devezo an Autrou-Doue, pe zisplijadur? Goulennit c'hoaz digueneoc'h hoc'h unan : « Ma ve unan eus va mignonet, pe un den honest bennâc o c'houlen diguenin va sanitmant var an action-mâ, petra lavarfent-me dezàn? » Quemerit evidoc'h hoc'h-unan an avis a raf-fac'h d'un all.

Leverit c'hoas deoc'h hoc'h-unan : « Ma ve red mervel goude beza gret an action-mâ, hac e ober a raffenne-me? Ma ve red mervel varc'hoaz, petra falfe din-me beza gret hirio? Ma ve red choaz unan a zaou ha goudese mervel, pehini a choasssen-me? Grit bremâ ar pez a falfe deoc'h ober, ma ve ar maro en ho quichen.

Erfin leverit ennoc'h hoc'h-unan : « Va silvidiguez a dle beza ar reglen

« eus va oll actionou ; ober a dleànan ato ar pez a so an avantajussa evit va silvidiguez. Tud ar bed a ra pep tra evit o yec'het, evit o flijadur, o evit enor hac evit caout madou; perac ne rin-me quet va fossupl evit gounes an immortalite hac an eternite eürus, evit meritout graçou Doue ha tènsoriou an eon, evit beza recevet e gloar ar Barados hac er blijadurezou eternel. Eus ur momet e tepand an eternite ; ober a rin va oll effort evit gounez an eürusdet eternel ; ober a rin ar guella actionou evit assuri va silvidiguez. »

Prononcit alies ar c'homsoù-mâ : *Ne ouffer jamæs quemer re a sourci eus a un affer a behini e tepand an eternite.* Ar sonch-mâ eo a soutenas gueichall ar gouraich eus a Thomas Morus, chaneiller e bro-zaus. En amser ma edo he bried ouz e bressi da gonsanti da volontez ar Roue, en ur represanti dezàn e voa o vont da goll e vadou hac e vuez memes. *Epad pegueit a amser e alin-me*

*jouissa anezo, eme Thomas Morus ? Epad uguent vloas c'hoas a respon-
tas he bried. Allas, Itron, a res-
ponsas neuse Morus : imprudant bras
e ven ma promettac'h din c'hoaz e
alfen jouissa eus va madou hac eus
va buez epad mil bloas, e lavar-
fac'h un dra, mæs ne lavarfac'h
c'hoaz netra e comparæson d'an
eternite.*

DEVOTION EVIT AR MINTIN.

I. P^A viot dihunet, leverit *Jesus-Maria* ha grit sin ar groas evit sanctia hoc'h ene ; songit e Doue hac en hoc'h ene ; songit e Doue hac en hoc'h AEl-mad pere a so presant dirazoc'h, pere o deus bet sourci ac'hanoc'h epad an nos ha pere o deus ho diouallet dioc'h drouc epad ma edoc'h coussuet. Respetit o fre-
sanc en ur visca ho tillat.

II. En ur sortial eus ho guele,
songit e sortio un devez ho corf
eus ar bê e pehini e vezò laqueet

goude ho maro, er memes fæçon ma sortiet eus ho guele. Ressuscita reoc'h evit parissa er varn general gant ur c'horf gloriis mar hoc'h eus bevet e graç Doue, ha mar hoc'h eus bet ur maro mad. Mæs parissa reot ive gant ur c'horf difiguret ha spontus mar hoc'h eus bet ar malleur da gundai ur vuez direglet var an douar. Doue a zeu da rei deoc'h ç'hoaz an devez-mâ evit ober pingen ha meritout ar vuez eternel ; grit eta hirio cals a œuvrou a charite evit gounez an eternite eürus, ha ne rit netra a guement a ouffe lacat ac'hanoc'h d'e c'holl.

III. En ur visca ho tillat leverit ar *Gredo* ha Gourc'hemennou Doue, leverit an Actou a Fei hac a Garante Doue, ha quemerit ar resolutionda sacrificia pep-tra quent evit dilezel ar praticou-mâ.

Pa vezò guisquet ho tillat gue-
neoc'h, abars en em lacat var ho
taoulin, leverit : *Va Doue, me a
gred ferm ez oc'h amâ presant gant
quement a Vageste hac en Eon e*

*peleac'h ez oc'h adoret vor an trôn
eus ho gloar gant ar Sænt ha gant
an oll AÆlez.*

Goudese en em laquit var ho taoulin en ur lavaret : *O va Doue,*
en em òrosterni a ràn dirazoc'h, meritout a ràn beza dispriget gueneoc'h,
n'ez on nemet neant ha ludu dirae
ho taoulagat.

Ouspen quemense, ho pêt sonch da lavaret goudese un act a adoration, un act a drugarez ; en em offrit da Zoue ha goulennit digantâ e venediction hac e c'hraçou. An actou-mâ a guefot en heuriou brennec. En em recommandit c'hoas d'ar Verc'hes , d'hoc'h ael - mad , da Sant Joseph , d'ho paëron ha d'ho maërones ; leverit ar *Gredo* hac ar *Salve Regina* ; ha hed an dévez songit alies e Doue pehini a so tost deoc'h , leverit a amser da amser , *va Doue, ho bolonte bezet grêt.*



DEVOTION EVIT AN NOS.

EN em laquït e presanç Doue en ur ober un act a fei ; goulennit ar c'hraç da lavaret mad ho pedennou ; trugarecaït an Autrou-Doue eus an oll graçou hoc'h eus recevet digantâ epad an devez ; èn drugarequaït particulieramant mar hoc'h eus recevet ur faveur bennâc pe gorporel pe spirituel ; goulennit c'hoas ar scläerigen da anaout ho pec'hejou ; goudese grit ur revu eus a guement tra hoc'h eus commettet a enep Doue , a enep ho nessa hac a enep profession abaoue an nos diarauc , dre sonjou , dre comsou , dre oberou ha dre vannamanchou ; en em interrogit hoc'h unan , grit ho proces deoc'h hoc'h unan evel pa veac'h e jujamant Doue.

Goude beza examinet ho coustianç , concevit en ho calon ur glaç'har vrás da veza commeltet que-

ment a bec'hejou ; grit un act a attrition , un act a gontrition , goude se grit ur propos ferm d'en em gorrija.

Mad eo ive quemer ur binigen bennâc , evel lavaret ur beden bennâc pe ober ur vortification bennâc da satisfia evit ar pec'hejou passeet hac evit obtensi ar nerz da resista ouz an tentationou. Beza eus tud pere a lavar bennos litanioù ar Verc'hes evit goulent dre e intercession ar c'hraç da gaout ur maro mad ; lod-all a lavar un *De profundis* evit an Anaon , evit caout sonch e tleont o-unan mervel un deves hac o devezo neuse ezom a bedennou ; lod-all a zeu da vouchet d'an douar , lod-all a lavar o fedennou , o divreac'h astennen e croas , lod-all a a zeu d'en em brosterni dirac ar grucifi , lod-all a lavar pemp *Pater* ha pemp *Ave Maria* ; erfin beza eus tud pere a zeu d'en em recommandi d'o ñel-mad ha d'ar Sänt evit pere o deus mui a zevotion.

Goude quement-mâ e ve mad ober

ul lectur spirituel bennâc evit carga ar speret a sonjou mad ; evit chasseal anezâ ar sonjou hac an illusionou fall pere a ell arruet epad an nos , hac evit en em brepari d'ar veditation diouz ar mintin ha da gundai ur vuez santeloc'h.

En ur zivisca ho tillat , songit e passeo an deveziou all eus ho buez evel ma eo passeet an devez-mâ , songit e rencot quitaat ho madou hac ho plijadurezou evel ma quiteet ho tillajou ; songit e vezò ho corf douguet d'ar bê ha debret gant ar prènvet ; songit e vezò presantet hoc'h ene dirac Doue evit beza barnet ha destinet evit an eternite eürus pe maleürus dre un arret hep apel. Ar c'housquet pehini a denn digueneoc'h an usaich eus ar ræson , a represant deomp ar maro ; ar guele e pehini e reposomp a represant deomp ar bê e pehini e vezò laqueet hor c'horfou bete ar varn divezà.

Grit an exerciç-mâ diouz an nos ha pratiquet ar pez a so contenet

Ar guir voyen

el leor-mâ , hac ho pezo leac'h da
esperout un eternite eürus digant
madelez an Autrou-Doue.

AVIS

D'AN DUD YAOUANC.

*Eürus eo piou bennâc a so bet fidel da
servicha Doue adalec e yaouanctis.*

I. UNAN eus ar vaximou an dud
yaouanc eo e renquer passeal ar
yaouanctis er plijadurezou , en
divertissamanchou hac heulia an incli-
nationou fall eus an natur.

An natur corrompet a so ouz o
excita da heulia o fassionou dire-
glet ; ar bed a so ouz o douguen
d'an drouc dre e ziscourjou ha dre
e exemplou fall , an drouc-speret a
ra e oll effort evit o angagi d'en
em reï d'al libertinaich.

Mæs quemense ne d'eo bet jamæs
bolonte Doue na santimant an dud
fur ; Doue memes a zifen an dra-
ze ha ræson an den a zeu da gon-

d'en em savetei.

113

daoni maximou quen dangerus.
Ho pêt sonch eus ho crouer
en ho yaouanctis !
Va map , bezit fur en ho
yaouanctis !

Petra dleàn-me da ober var an
dra-ze ? Mar am eus c'hoaz ur san-
timant bennâc a religion ha mar
am eus un tamic ræson , e tleàn senti
ouz Doue pehini a gommand din
e servicha abret ; mæs arabat eo
din heulia an inspirationou fall eus
an drouc-speret pehini a so ato o
clasq va c'holl ; profitaploc'h eo din
heulia exemplou ar Sænt ha santi-
mant an dud fur eguet santimant
tud ar bed hac hini an dud libertin.

Ma ne gomançàn e va yaouanctis
pratica ar vertuz , e teuàn da zisquez
penaus ne ràn caz ebet a Zoue : rac
da guenta , anconeck'haat a ràn ar
gourc'hemen-mâ dre behini e lavar
diñ « va map , ne anconeck'haït quet
» va lesen ha mirit va gourc'hemen-
« nou en ho calon ; ne anconeck'haït
« quet ar pez am eus lavaret de-
« oc'h , songit mad e væ gourc'he-

10 *

“mennou, ha pratiquet anezo; rac “ac’hano e tepand ho buez”. D’an eil, commetti a ràn un injustiç bras e quènver Doue, rac meritout a ra e teuffen d’e enori, d’e garet ha d’e servicha e va yaouanctis evel en un amser-all pa eo guir penaus ez eo va Autrou, va c’houer ha va zad; meritout a ra beza respetet ha servichet guenin e va yaouanctis evel e va c’hosni. D’an drede, ingrat bras e ven ma teuffen da anconeck’haat e va yaouanctis an hini en deus bet quement a sourci ac’hanon, an hini en deus ma c’haret a viscoaz, an hini en deus roet din ar vuez hac en deus ato conservet din ar yec’het bete bremâ. Ha ne ve quet un ingrateri insupportabl en em servicha, evit e offansi, eus ar madou corporel ha spirituel pere hon deus recevet digantâ?

Ne fall quet din agrenn displijout da un Doue quer galloudec ha da un¹ tad quer carantezus. Ha possabl e ve e teuffen-me da gonsacri d’ar viç, d’an drouc-speret, d’ar bed

ha d’ar c’hic ar c’haëra amser eus va buez, da lavaret eo, va youanc-tis? Ha possabl e ve ne zeuffen-me da rei da Zoue nemet va bloaveziou divezâ hac va c’hosni pehini eo an trista amzer eus ar vuez an den? Ne fall quet din agrenn e ve reprochet din dan heur ar maro, penaus n’am be roet da Zoue nemet rest an drouc-speret, ha penaus c’hoaz n’am be clasquet Amitie va Autrou souveren nemet goude beza bet scuizet ha degoutet eus ar bet. Ha ræsonabl e ven-me gouscoude rei va c’halon da Zoue, goude beza en roet d’an drouc-speret?

II. Eürus eo piou bennâc a zeu abret da servicha Doue, rac tenna a ra eus ar pratic-ze cals profit, cals plijadur ha cals enor. Da guenta, profita a ellit cals en ur servicha Doue adalec ho yaouanctis, rac en ur commanç en ho yaouanctis pratica ar vertuz hac ober œuvrou mad, e c’hounezot un tènsor a veritou ha goudeze e recevot cals a c’hloar en Eon : rac sul-vui hon devezo pro-

fitet eus a c'hraçou Doue var an douar , sul-vui a c'hloar e recevimp en Eon.

Ar re a zeu da bratica ar vertuziou a denn ur profit bras anezo , memes epad o buez. Doue a ro e venediction quen spirituel quen temporel d'ar re a so fidel d'e servicha , pep tra a zeu da brofita d'ar re a servich Doue.

Clasquit da guenta rouantelez Doue hac e justiç , ha ne vanco netra deoc'h ; sonjomp alies e Doue ha Doue a sonjo ennomp ive ; servichomp Doue ha Doue en devezo sourci eus hon afferou quen spirituel quen temporel.

Ur blijadur eo servicha Doue ; un douçder vrás eo caout ar goustianç e repos ; eürus eo piou bennâc a ell lavaret : em on e graçou mad va Doue , contant eo Doue ac'hanon , sellet a ra a Druez ouzon , esper am eus penaüs en devezo sonch ac'hanon pa eo guir am eus bet sonch anezâ . Pebez consolation evidon-me d'an heur ar maro , mar gallàn lavaret penaüs n'am eus biscoaz commettet

pec'het marvel ebet pe da viana a bell-amser ! Ha ne d'eo quet eta ret e ven un den dall ha neubeut c'hoantz eus va bonheur , evit beza quen laich da brocuri din va-unan ar gonsolation caër-ze ?

An Autrou-Doue en deus ur garantez infinit evit an dut yaouanc pere o deus conservet o innoçanç ; mæs ne all quet supporti ar re a so souillet o c'halonou dre ar pec'het ; an dud yaouanc memes pere a gundu ur vuez fall , o deus aon da barrissa dirazâ , ne allont mui en em adressi dezàn gant ar memes fizianç pehini o devoa arauc coll o innoçanç.

Mæs pebez enor eo beva en un innoçanç hac en ur burete continuel , beva ato hervez lesen Doue hac hervez ar ræson vad ; pebez bonheur eo caout ur goustianç di-vlam dirac Doue ha dirac an dud ! ha ! ouffemp-ni jamæs imagina bras-soc'h plijadur ?

Mæs er c'hontroll pebez poan , pebez displijadur , pebez dishenor

evidomp-ni mar collomp hor bloat
veziou quenta , ma ne braticomp
ar vertuz ha mar en em lezomp da
vont d'al libertinaich !

Ma ne gonsacràn va yaouanctis
e servich Doue , peguement a c'hra-
çou ne gollen-me quet ? Privet e
vin epad an eternite eus a ur gloar
infinit pehini em bivige allet gou-
nez. Chetu a ze ar pez a gollin evit
an Eon , hep conta ar pez a gollin
var an douar dre va buez fall ha
direglet , pa zui Doue d'am aban-
doni ha va fassionou d'am dalla ha
d'am exposi e mil danger ; marteze e
collin-me va yec'het ha va buez en
debauchou ; an Autrou-Doue a ber-
met a lies an dra-ze evit punissa an
dud libertin ; an hini a ra goall usaich
e vuez , eus e yec'het hac eus e va-
dou a virit beza punisset gant Doue ;
guelet hon eus siouas ha guelet a re-
omp c'hoaz bemdez exemplou eus a
guemense ; c'hoarvezout a ell guenin
ar pez a so c'hoarveet gant meur a
hini-all ; din-me eo da lacat urz vad
e va afferou ha da veza fur divar
goust ar re-all.

D'an eil , eleac'h ar blijadur , an
douçder hac ar gontatainment pere a
gaver er pratic eus ar vertuz , n'hon
devezo en debauchou nemet gla-
c'har , anquen ha displijadur .

Mar sentàn ouz va fassionou e
vezin tourmantet epad va buez gant
remorjou va c'houstianç pehini a
reprocho din ato va disurzou ; d'an
heur ar maro e vezin seziet gant ar
spont ha gant ar sonch da veza of-
fanset Doue ha meritet an Ifern ;
neuse ne vezin quet sur ha pardonet
e vezo bet va fec'hejou ; ne allin quet
gouzout ha mad e vezo bet va oll gon-
fessionou , quen alies a veich ez on
bet affeillet er pec'het , ma touetàn ha
beza am eus bet ar glac'har hac ar
propos ferm pere a so necesser evit
recco graç ar Sacramant . Ha ne d'eo
quet ur follentez hac un dalentez
insupportabl en em exposi e dan-
gerou quer bras evit ur blijadur
a ur momet ?

D'an drede , mar sentàn ouz va
fassionou , an dud eus va anaou-
deguez a zui da gaout disprijanç evi-

don pa anavezint va buez direglet, hac evelse e vezin dishenoret er bed-mâ. Parlant a raï an oll ac'hanno evel eus a un den brutal hac eus a un den hep ræson ; decriet e vezin gant an oll dud honest ; passal a rin evit un den hep fei hac hep religion ; den ne fallo dezàn en em fiout ennon-me, na caout affer ouzon - me. Pebez dishenor va lachentez , va fassionou , va debauchou a viro ouzin en em rei d'ar studi ha d'al labour ! Rentet e vezin memes incapabl da gaout ur garg bennâc etouez an dud, hac evelse e collin er memes amser va madou ha va henor. Ha ne dleàn-me quet eta beza fur ha caout aon rac ar maleuriou - ze ?

III. Ma ne ràn caz ebet eus à c'hoar Doue , nac eus ar madou tamporel , beza dlefent da viana caout aon da veza daonet eternel-lamant , nemet collet am beffe ar ræson hac ar fei. Mar en em roan d'ar fallagriez e va yaouanctis , en em laqueàn en danger da veza dao-

net evit jamæs ; mar cunduàn ur vuez direglet betec ar maro , ez oun collet hep esperanç ; ne allàn quet doueti eus a guemense. Ret eo eta ober pinigen , gant aon da veza collet da jamæs. Chetu amâ ar pez a lavar ar Scritur sacr : *Ma ne rit pinigen , e viot oll collet.* Mæs mar cunduàn ur vuez fall , pe seurt assuranç ha pe seurt moyenou allin-me caout evit ober pinigen hac evit en em gorrija ? Ha ne allàn-me quet mervel subitamant dre ur c'hlènvet bennâc pehini a denno diguenin ar ræson vad ? Ha ne allàn - me quet mervel e c'breiz va debauchou dre un accident bennâc ? Mar am eus neuse ur pec'het marvel var ma c'houstianç , petra c'hoarvezo guenin-me ? C'hoarveet eo ar maleurze gant meur a hini , ha quemense a ell c'hoarvezout guenin ive ; piou en deus assuret din - me ar c'hontroll ? Ha pa ve guir e alsen discleria va sec'hejou da ur c'homfessour , mæs ha mad e ve va c'homfession - me ? Salocraç , risca raffen da ober

Ar guir voyen

ur confession fall dre an hast hac ar boan o lavaret va fec'hejou. An Tadou santel a lavar penaus ar confessionou hac ar binigennou gret er c'hlènvejou a so risquet bras.

Ar sonch eus ar maro , ar sonch eus e oll grimou a zui da dourmanti speret an den yaouanc libertin. An drouc-speret a represanto dezâ e bec'hejou en ur fæçon quen terrubl ha quer spontus , ma collo esperanç e misericord an Autrou-Doue. C'hoarvezout a ra alies penaus ar re a so bet en ur goall habitud bennâc epad o buez , a zeu da gommetti ar memes pec'hejou en o c'hlènvet divezâ. Ha mar c'hoarve gant un den mervel er stad-ze , da peleac'h e zai e ene ? Ha ne deo quet ret beza un den dall , un den hep ræzon evit en em exposi en dangerou quer bras? Grit reflexion var quemense.

Pe ne voar den ha mad eo ar bingen gret en heur eus ar maro , e renquit practica ar vertuziou epad ho buez. Mæs mar fell deoc'h en

d'en em savetei.

em gorrija , peur eta en em gorrijot-hu nemet en ho yaouanctis er grafac'h ? Passionou an den , ar goall habitujou n'ez int quet quer cre er yaouanctis. Penaus e alloc'h-hu en ho cosni en em breservidous ar pec'het , ma ne allit e ober en ho yaouanctis ? Pa viot avancet en oad , o fassionou a vezoz cre , hac ar goall habitujou a vezoz grizienet en ho calon. Bremâ pa ez oc'h yaouanc , ar boan ne deo quet quer bras , an occasionou n'ez int quet quer frecant , cals moyenou oc'h eus da resista ouz ar pec'het , ha da bratica ar vertuziou. Mæs ma n'hoc'h eus quet bremâ ar gouraichi da resista ouz ho passionou , penaus eta e alloc'h-hu resista outo en ho cosni ; penaus e alloc'h-hu chenh a vuez pa vanco deoc'h ar sicour hac ar voyenou necesser , ha pa viot caledet er pec'het ? Pa viot avancet en oad e cavoch mui a occasionou da bec'hi , neuse memes an occasionou a vezoz cals dangerussoc'h. Speret an den a so occupet hac

ambarasset gant afferou ar bed. Pe-dra bennâc ma recevomp grâçou digant Doue e pep amser, gouscoude ne d'eo quet obliget d'hor sicour pa zisprijomp an inspiratio-nou mad pere a ra deomp bemde. An drouc-speret en em rento mæstr eus ho calon, beza vezô quer cre ha quer puissant, ha c'hui a vezô quen laich ha quen digouraich, ma vezô casi impossabl deoc'h en em convertissa. Lacaat a ret eta ho silvidiguez en danger mar sentit ouz ho passionou, ha mar dallit d'en em convertissa ha da bratica ar vertuz.

Nan, nan ne fall quet din dif-feri davantaich; ne fall quet din differi va c'honversion bete dissul, na bete ar gouel quenta, na me-mes bete varc'hoas. Bremâ e fell din commanç. Re hir am eus da-leet; re a amser, re a veritou, re a vadou hac a c'hraçou am eus collet, ne fall quet din coll davan-taich. Pell amser so ma emon var an hent fall; var an hent mad e fell din en em lacaat; rac var fin

va buez ne allin quet marte-ze en em convertissa. Nemet re a sujet am eus d'en em gorrija; lec'h am eus da gaout aon rac maleuriou bras-soc'h. Bremâ eta e fell din renonç d'an drouc-speret, d'ar bed ha d'ar c'hic; me a fell din bremâ en em roï tout-a-fet da servich Doue. Re-nonç a rân d'an oll blijadurezou evit en em applica d'am never ha d'am silvidiguez.

Ar Speret-Santel a lavar deomp penaüs *un den yaouanc ne guitta quet en e gosni an hent en deus quemeret en e yaouancis.* Hac evelse e fell din quemer abret hent ar Barados evit querzet ennâ ar rest eus va buez.

MOYENOU EXCELLANT
*Evit en em rei da servich Doue adalec-
 ar yaouancis, hac evit quender-
 c'hal betec ar fin.*

AR c'henta moyen eo desirout ha carout a greiz calon en em rei da

servich Doue; an desir-ze a gresco a neubeut-a-neubeut en ur ober attan-
tion var ar bonheur ha var an douç-
der a guever en ur vuez innoçant,
ha var ar maleüriou eus ur vuez di-
reglet. Songit mad e quement - mā
hac antretenit ispicial en ho calon
an desir da veza saveteet hac an aon
da veza daonet. Leverit alies; ô va
*Doue, mar m'eus ar bonheur da veza
saveteet ha da vonet d'ar barados,
pebez joa!* Peguen agreeabl eo beza
en ho pales, ô va *Salver!* Eürus eo
ar re a so e chom gueneoc'h ! Mæs
mar am eus ar maleur da veza dao-
net, pebes disesper ! Piou a ello chom
e tan an *Ifern*, piou a ello supporti
ar flammou greus eus an *Ifern* ?

An eil voyen eo caout horroll eus
ar pec'het marvel; ne faut nemet ur
pec'het marvel evit beza chasseet
eus ar barados ha precipitet en ifern.
An hini en deus c'hoant da veza sa-
veteet hac aon da veza daonet, ne
dle jamæs chom pell e stad a be-
c'het marvel, rac a alfe beza sur-
prenet ha parconsequant collet da

jamæs. Ho pêt eta horrol ouz ar
pec'het marvel evel rac an ifern ha
desiret monet d'ar Barados.

Pep den a dle ispicial caout hor-
roll eus an oll actionou memes ar
re zistera, controll d'ar vertuz a bu-
rete, evel ma eo certen familiari-
teou, certen badineres, ar c'homsou,
ar sonjou hac an oll actionou dis-
honest. Rac quement a so controll
d'ar vertuz-ze a so ato criminel, hac
evelse pep den a dle caout quement
a aon ouz an dishonestis evel ouz
ur serpent dangerus, rac capabl eo
d'hon ampoezoni.

III. An hini a fell dezâ servichout
Doue a galon vad ha quenderc'hel
en e c'hraç, a dle en em viret non
pas hepquen ouz ar pec'het marvel,
mæs c'hoaz diouz pep pec'het ve-
niel; rac ar pec'het veniel a zispos
d'ar pec'het marvel; an hini a zeu
gant gouieguez da gommetti pec'he-
jou veniel, n'en deus quet cals a
respet nac a garantez evit Doue,
coll a ra a neubeut-a-neubeut an
aon en devoa da zisplijout da Zoue;

gouzout a reomp oll penaus ema Doue presant partout, penaus e chilou tout hac e vêl tout, ha penaus c'hoaz an distera pec'het a zisplich dezân. An hini a zeu gant an anaou-deuez - ze da coumetti ur pec'het bennâc a gouezo eus ar pec'hejou dister er brassa pec'hejou , hac erfin e tui da veza ar brassa pec'her eus an douar. Dre ar pec'het veniel e roomp occasion d'an Ærouant da antreal en hor c'halon ha da gueumer possession anezâ. Ar pec'het veniel a so un ampoëson pehini a zeu da souilla ha da gorrompi ar gous-tianç ; blessa a ra an ene , diminui a ra e nerz hac e renta a ra sem-ploc'h da resista ouz an Ærouant. Dre ar pec'het veniel et commettomp un infidelite pehini a zeu da lemeldigueneomp ar fizianç a dleomp caout e Doue evit goulent assistanz ; ober a ra en hon eneou un taich pehini a oblich Doue d'en em denna diouzomp ; hoguen pa zeu Doue d'en em denna diouzomp , ne roa morse deomp e brotection , hon abandoni

a ra da goler an Ærouant. Pep den eta a dleffe caout aon rac ar pec'het veniel , peguen dister bennâc e seblant deomp.

Den ne zeu da veza ur pec'her bras en un taul; un den mechant ne zeu da veza mechant nemet a neubeut-a-neubeut; an hini a ra neubeut a gaz eus ar fautou dister a gouezo souden e fautou brassoc'h hac en em goll a raï er fin. Mar hoc'heus aon rac ar pec'het marvel , ho pêt iveau aon rac ar pec'het veniel , mar hoc'heus respes ha carantez evit Doue , ho mar hoc'heus sourci eus ho silvidiguez ho pêt aon rac ar pec'het a rac ar pec'het assambles.

IV. Ret eo absolumant renonç d'ar goall gompaignunez ; ar goall gom-paignunez eo ar familiarite hac ar societe eus a certen tud pere a vir ouzoc'h da accomplissa an deverou eus ho stad , ha pere a zeu da zesqui maliç deoc'h pe dre o discourjou pe dre o exemplou ; mar frecantit ar seurt tud-ze ho pezo leac'h da gaout cueus abret pe azivead. Piou ben-

nâc a gar ar burete a dle particu-
lieramant teac'het diouz compaignu-
nez an dud eus ur sex differant.

V. Lezit an dud da barlant ha
diouallit dioc'h quement - mâ ; ne
gousquit jamæs re, ne zebrit ha ne
esit james dreist-voder ; ne glasquit
quet ar c'hoariou hazard, ne gollit
quet re a amser o pourmen hac o
causeal ; diouallit dioc'h an dansou
ha dioc'h pep seurt badinerez ; ne
lennit jamæs leoriou fall ; diouallit
ive diouz ar guriosite da velet ha
da chilou certen traou dishonest ;
diouallit diouz ar juramanchou hac
ar c'homsou goloet, petra bennâc
n'ez-int quet comsou libertin ; dioual-
lit diouz ar bromptitud , ar fenean-
tis , ar bouffonerez, ar goler, an
injuriou , diouz quement tra a so
controll d'an douçder, d'ar vodesti
ha d'ar respet pehini a so dleet d'ar
re o deus autorite ; diouallit en ur
guer diouz pep seurt defaut peguen
dister bennâc e seblant rac hennez
eo ar gommançamant, eus al liber-
tinaich pehini a zeu insansiblamant

da gorrompi un ene ha d'e reduisa
da ur stad deplorabl.

Evit excusi ur faut e leverer pena-
aus ne deo quet ur pec'het mar-
vel ; mæs chelaouit mad, va lectour ;
n'ez eus quet a question da c'hou-
zout ha c'hui a gommet ur pec'het
marvel en ur ober an action - ze ;
avoalc'h eo evit un ene mad gouzout
penaus e commetter ur pec'het veniel
en ur ober quemense. Avoalc'h eo,
evit un ene pehini en deus ur guir
respet hac ur garante sincer evit
Doue , gouzout penaus an traou-ze
n'ez int quet propr da brouri gloar
Doue nac e silvidiguez.

VI. E pep amser antretenit en ho
calon ur garante tener hac ur respet
vras evit Doue. Ho pet c'hoant d'en
servicha , songit alies ennâ ; leverit
aliés actou a garante ; ho pet cueus
da veza en offancet quen alies a
veich ; ho pet ive ur c'hoant vrás da
brouri e c'hloar ha da viret ne vezò
offancet.

Songit alies penaus ema Doue
presant dirazoch ; leverit dezâ : ó va

Doue, ha guelet a rit-hu e va c'houstianç un dra bennâc hac a zisplich deoc'h? Quemerit goudese un neubeut amser evit ober reflexion var ar stad e pehini ema hoc'h ene; goulennit pardon digant Doue mar en em anavezit coupabl eus a ur pec'het bennâc, ha quemerit ar resolution da lacaat urz vad en ho coustianç.

Leverit goudese : *Petra zeziret-hu diguenin - me, ô va Doue; ha beza allàñ renta ur servich bennâc deoc'h-hu?* Chelaouit neuse ar pez a lavaro ar Speret-Santel deoc'h, en ho calon, ha promettit da ober quement tra a inspiro deoc'h. Leverit : *Ya, ô va Doue, prest ez on, prest eo va c'halon.*

Chetu amâ e particulier ar fæçon d'en em exerci e carante Doue; prononcit alies ar c'homsou-mâ :

« Peguer galloudec eo an Autrou- « Doue! Hac èn virit beza servichet « ha respetet! Hac èn so dign da « veza caret! Hac èn so mad, hac « èn so patient, hac èn so leun a

« visericord! O va Doue, ma alfen « ho caret quement ha ma hoc'h eus « va c'haret! »

» Peguen neubeut eo caret an « Autrou-Doue! Hac èn so neubeut servichet, hac èn so alies offancet! « Ma ve possupl din henori an Autrou-Doue quement ha ma eo dis-henoret gant an dud vechant! »

« Da betra e songen - me, ô va Doue, pa zuen d'hoc'h offansi! Me am eus glac'har da veza quen neubeut songet ennoc'h, ha da veza bet quen negligiant d'ho servicha! « Ma alfen - me, dre va servichou, va actionou mad ha va oll boaniou, repari an amser am eus collect hac an drouc am eus gret! O va Doue grit ma anavezin ar pez allàñ ober evit procuri ho gloar ha miret ne viot offanset! »

VII. En em accustumit ato da gumer bolonte Doue evit reglen eus hoc'h oll actionou, eus oc'h oll sonjou hac eus hoc'h oll gomsou; evit en em boaza d'an dra-ze grit quement-mâ :

A heur da heur, ha pa rencot chench labour, songit mad er pez a c'houlen Doue digueneoc'h; leverit a galon hac a gueinou : « Va « Doue, c'hui a voar peguement ho « caràn ; c'hui a voar peguement e « tesiràn ho servicha hac ober ho « bolonte ! Petra zesiret-hu c'hoaz « diguenin-me ? Petra fell deoc'h-hu « e raffen-me bremâ ? Roet din ar « c'hraç da ober ho bolonte. »

Goude beza anaveet ar pez a c'houlen Doue digueneoc'h, en em offrit evit e ober, ha leverit a galon : *Ya, ô va Doue, a greiz va c'halon e fall din ober ar pez a c'houennit diguenin ; ho bolonte bezet gret !*

Goude-ze goulennit digant Doue e assistanç, evit executi ar pez hoc'h eus da ober, hac ho pet sonch penaus ne doc'h quet capabl eus a netra ac'hanoc'h hoc'hunan, leverit eta : *Va Doue n'ez oun nemet ur paour-quæz incapabl da ober un dra vud ; accordit-din hoch assistanç, ne allan netru hep-doc'h, va sicouret eta mar plich gueneoc'h.*

En ur ober ho labour pe un action bennâc, songit ema Doue present, ho guelet a ra, ema ouz ho chilou ; leverit eta en ho calon : *Doue a so em c'hichen, guelet a ra pep tra.*

Ar sonch eus a Zoue a rai deoc'h respeti e vajeste infinit hac an autorite en deus var an oll dud.

En ur guer, e pep occasion, ne leverit netra, ne rit netra ha ne antreprenit netra nemet goude beza songet mad ha bolonte Doue eo e teuffac'h da lavare, da ober ha da antrepreni ar pez a so en ho speret.

Quement-mâ, ma ve pratiquet sincéramant ha constamant, a so capabl da savetei un den ; rac an hini a zeu abred d'en em accusumi d'ar pratic-mâ, ha d'en antreteni en e speret, a bersevero ato e graç Doue epad e vuez. Ar pratic-mâ a so ur voyen aes ha facil evit beza ato uniset gant Doue ; ur remed eo ous an oll bassionou, hac ur voyen excellant evit avanç er berfection hac evit gounes un tènsor a veritou.

VIII. Ne anconec'haït quet da bidi

Doue diouz an nos ha diouz ar mintin ; en ho pedennou e c'houlennot ar c'hraç da gaout ato ar serveur hac ar gouraich necesser evit servicha Doue ha labourat evit ho silvidiguez. Goulennit ive gant cals a humilite , a respect hac a ardeur , ar gouraichi pehini so necessar deoc'h evit resistà ouz ar bed hac ouz ho passionou. Desiret ha goulennit ar c'hraç da guenderc'hel en hent eus ho silvidiguez, ha da veza , da ben uguent vloas, tregont vloas , un den fur hac honest evel ma ez oc'h bremâ ; desiret memes beza guelloc'h. En ur guer goulennit ar c'hraç da veva e doujanç Doue ha da verval en e garante ; mad eo lavaret en intention-ze ur beden bennâc diouz han nos ha diouz ar mintin. Beza eus tud pere a lavar diouz ar mintin ar *Veni Creator* hac an *Ave Maris stella*, ha diouz an nos e lavaront litaniou ar Verc'hes gant un *De profundis*, ha tenna reont ur profit bras eus ar pratic-ze.

IX. Chelaouit bemdez an offeren , mar d'eo possUBL deoc'h gant attan-

tion , gant devotion ha gant modesti ; ma ne allit quet assista bemdez en offeren , leverit en un Ilis pe en ur plaç all bennâc ar pedennou a lavarfac'h ma ho pivige ar gommodite da assista er sacrific ; ar fidelite-ze a so agreabl da Zoue , hac alse servichout deomp muioc'h evit ne sonjomp.

X. Coezzit ha communiit bep sul , da viana spirituelamant , da lavaret eo , bep sul examinit ho coustianç ha considerit pe avanç pe reculi a rit er vertuz ; renouellit dirac ar Sacramant ar resolution hoc'heus quemeret da servicha Doue en amser da zont ha da labourat gant mui a gouraich evit ho silvidiguez.

XI. Grit bemdez ul lectur spirituel bennâc ; lennit ul leor mad evel ma eo imitation hor Salver , ar pevar finvezou diveza , buez ar Sänt , etc. Lennit particulieramant buez ar Sänt pere o deus en em roet d'ar vertuz adalec o yaouanctis.

Grit ho possupl evit o imita ; ho pêt quement a c'hoant da veza hèn-

vel outo, evel hoc'heus da vonet d'ar Barados. Rae piou bennâc en deus c'hoant da veza hènvel ouz ar Sänt en Eê, a dle beza hènvel outo var an douar.

Quemerit bemdez ur momet bennâc evit sonjal en eternite hac er voyenou pere a so necesser evit assuri ho silvidiguez; ar veditation pe an oræson, al lectur spirituel, ar beden, an usaich eus ar sacramanchou, a so magadurez an ene.

Bezit sur penaus ma ne dostaît quet ouz ar sacramanchou, ha ma ne bratiquet ar moyenou eus a bere am eus parlantet deoc'h, e viot en danger da veza collet; rac ur merq eo penaus n'en em laqueet quet cals e poan na gant Doue na gant ho silvidiguez; diouallit dioc'h ar maleurze, neouffe birviquen arruet goas-soc'h gueneoc'h.

XII. Grit œuvrou mad hervez hoc'h oad hac ho condition; grit ar pez a vesò possupl deoc'h evit receo benediction an Autrou-Doue ha meritout e c'hraçou. Dre an œuvrou mad e

ententàn yuniou, hac abstinançou peaulramant ur vortification bennâc dre avis ur c'confessour fur ha prudant; dre an œuvrou mad e ententàn c'hoas rei an alusen hervez ar stad e pehini e vevit; mad eo ive ober ur vœu bennâc evit ur cerlen amser, adalec ur goël bete ur goëll-all; renouelli a ellot ar vœu-ze pa vezo echu an amser; mæs ne rit netra nemet dre avis ho c'confessour, rae an dud yaouanc a so sujet da vancout a fidelite, ha pa vezint oc'h ober un dra bennâc dre avis o c'confessour, o devezo mui a gouraich da bratica an œuvrou mad.

XIII. Diouallit diouz ar feneantis, rac hounnez eo an ampoeson eus an innoçanç hac ar sourceen eus an oll bec'hejou.

XIV. Diouallit c'hoas diouz ar respect humen, rac mar beac'h o clasq gouzout petra lavar ha petra sonch an dud ac'hanoc'h, et teuot da renonç da Zoue ha Doue a renonço deoc'h ive. Mar d'oc'h christen, mar d'oc'h un den ræsonabl, songit en-

ho silvidiguez ha non pas e traou ar bed; songit da blijout da Zoue ha non pas d'an dud. *N'ho pêt aon, eme Sant Maze, nemet rac an hini a so capabl d'ho precipita corf hac ene en Ifern.*

XV. Guelet a rer alies penaus an devotion e quenver ar Verc'hes, e quenver an Aélez-mad hac e quenver sant Joseph, a so ur voyen excellant evit conservi an innoçanç eus an dud yaouanc; en em servichit eta eus ar voyen-ze hac e antretenit en ho calon, lenna reot ur profit bras eus ar pratic-ze couls hac un infinite a dud all pere o deus cals profitet anezi.

Beza alfen c'hoas reï cals deoc'h moyenou all evit en em gonservi e graç Doue; mæs mar pratiquet ar re am eus roet deoc'h, hac ispicial mar hoc'heus ur volonte sincer da servicha Doue ha d'en em savetei, ar Speret-Santel a inspiro deoc'h cals moyenou all eus a bere e tennot profit, ha pere ho conduo d'ar gloar eternel pehini en deus prometet Doue

d'ar re o devezo èn servichet adalec o youancis.

MOYEN EXCELLANT

Eoit obtenu digant Doue ar vertuz a burete dre intercession ar Verc'hes Vari.

Ho pêt sonch da antreteni en ho calon ar santimanchou a respet hac a garante pere en deus ar Speret-Santel inspiret deoc'h e quenver ar Verc'hes Vari; ar voïen eo da veritout ha da guenderc'hel e graçou mad ar Verc'hes. Hor mam santel an Ilis a lavar penaus ar Verc'hes Vari a gar a nep e c'har. Mar hoc'heus ar bonheur da veza caret gant-i, e obteno evidoc'h digant e map quer bep seurt benedictionou hac a bep seurt graçou evit ar vuez-mâ hac evit ar vuez-all. Evit prouvi deoc'h quemense, chetu amâ ar pez a lavar an tadou santel: *an hini em c'haeo, eme ar Verc'hes, a gavo ar vuez*

hac a receeo ar gurunen a c'hloar digant Doue.

Evit antreteni ar garantez hac ar respet en deus roet Doue deoc'h e quenver e vam biniguet, renouellit bemde diouz an nos ha diouz ar mintin ar resolution pehini hoc'heus quemeret da servicha ar Verc'hes Vari ha d'e enori ar rest eus ho puez.

Leverit dezi ar c'homsou-mâ gant an oll sincerile ma vezò possupl deoc'h : « Carout a ràn ha carout a « fell din ato ar Verches Vari, mam « d'am Salverbenniguet Jesus-Christ. « O Guerc'hes santel, ô va Rouanez, « mam Doue, pehini a so bet pre- « servet dioc'h ar pec'het original, « gouzout a ret peguement ho caràn, « petra c'houlennit - hu diguenin- « me? »

Goude beza prononet ar c'homsou-ze, en em arretit un neubeut evit chilaou ar pez a respont deoc'h ar Verc'hes; chelaouit mad, lavaret a ra deoc'h ar c'homsou-mâ : *va map, va merc'h, emezi, roet din ho calon, conservit anezâ gant sourci.*

Laquiiit goudese ho torn var hq calon evit en bresanti d'ar Verc'hes, ha leverit : *prest eo va c'halon, ô va rouanes carantezus, prest eo va c'halon : va recevit, me ho suppli, e touez ho servicherien.*

Prometit neuse dre ar garantez ha dre ar respet hoc'heus eviti hac evite map Jesus, prometit penaüs en em ziouallot en devez-ze diouz pet pec'het, prometit penaüs e conservot ur vodesti hac ur burete vrás en ho sonjou, en ho comsou hac en hoc'h oll actionou, ha penaüs mèmes ne reot en devez-ze netra a gument a ouffe displijout dezi.

Beza ellot discleria ar resolutionze en ur lavaret : « Jesus va c'hante, va mæstr ha va roue, pro- « meti am eus grêt ha quemeret am « eus evit resolution d'ho caret, ô « va Salver biniguet, ha da garet « iveau ar Verc'hes gloriis Vari, va « rouanes carantezus. En em denn « pell diouzon-me, Satan, speret in- « fernal, birviplen ne teveso lod em « c'halon, guell eo guenin mervel « evit consanti d'ar pec'het. »

Pa viot templet, leverit an oræson-mâ. Gouzout a rer dre experianç peguement eo util evit obtensi ar burete a gorf hac a speret : chetu-i amâ :

« Dre ho virginité santel ha dre
 « ho conception glân a bec'het,
 « Guerc'hes adorabl , purifiet va
 « c'horf ha va speret. *In nomine*
 « *Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.*
 « *Amen.* »

Mar pratiquet an devotion - mâ gant fidelite , ho pezo leac'h da esperout penaus e raï Doue deoc'h , dre intercession ar Verc'hes , ar c'hraçou necesser evit conservi ar vertuz a burete.

Mar conservit mad ar vertuz a burete , e veritot a bep seurt benedictionou evit ho corf hac evit hoc'h ene. Mæs ma ne gonservit quet anezi gant sourci , e viot maleürus er bed-mâ hac er bed all ; Chetu amâ ar menaçou a ra an Autrou-Doue d'an dud libertin : *ar Speret-Santel , emezàn , ne chommo quet en den-ze , da lavaret eo en den-*

libertin ; *ar speret a furnez ne d'eo quet evit chom en un ene corrompet nac en ur c'horf souillet gant ar pec'het.*

Nac ar Speret-Santel , nac ar furnez ne allont chom en un ene hac en ur c'horf souillet dre ar pec'het a impurete ; nac an Autrou-Doue , nac ar Verc'hes ne allont carout na suporti an hini a guemer plijadur e sonjou vil , en desirou lubric , er c'homsoù libertin hac en actionnou impur ha dishonest : *piou bennâc a so coupabl a guemense ne antreо quet e rouanteles an Eon , a lavar deomp an Abostol Sant Paul ; n'ez euz quet a Varados evit ar seurt tud-ze , ne dleont esperout nemet malediction an Autrou-Doue ha tan an Ifern.*

Songit bremâ er pez a dleit da ober , songit er resolutionou a dleit da guemer , leverit eta : « Ne fall « quet din beza chasseet evit ja « mæs eus ar Barados , ne fall quet « din beza daonet , renonç a ràn « agrenn d'ar plijadurezou trom « plus eus ar bed pere a so capabl

« da gorrompi va c'halon ha d'am
 « exposi e dangerou horrubl ha
 « spontus meurbet. »

AR PENN-CAUS*Eus a corruption ar yaouancis.*

BEZA allàn lavaret penaüs ar pec'het dishonest a so ar brassa arouant eus an dud yaouanc hac ar penn-caus eus o c'horruption. Ar pec'het a lubricite en deus e-unan daonet mui a dud eguet an oll bec'hejou all asambles.

An dud yaouanc ne anavezont cals nac an drouc nac ar mad, pa santont an impressionou fall eus ar monstr infernal-ze pehini a zeu d'ho excita da gommeti pec'hejou mezus ha dishonest; c'hoarvezout a ra goude ma vent direglet epad al loden vrassa eus o buez hac aveichou mesmes betec o maro; hac erfin e coëzont e punç an Ifern. Cals tud eus ar re o deus en em roet d'al libertinaich epad o yec'het, a deus c'hoaz

d'en em savetei.

affection evit ar pec'het vil-ze mesmes en o c'hlènvret divezâ; guelet a rer quemense dre experianç. Ha ne d'eo quet capabl quemense da lacat ar spont en hor c'halonou; ar sonch hepquen eus a ur monstr quen horrubl ha capabl d'hon ampoëzoni a dleffe hon lacaat da gre-na; mæs evit caout mui a horroll ouz ar pec'het vil-ze, considerit tri zra.

Da guenta, ar pec'het dishonest a zeu da rei ar maro d'an ene en ur saçon terruploc'h eguet ar pec'hejou-all. Quément a so controll d'ar vertuz a burete a so ato pec'het marvel; rei a ra ato ar maro d'ho ene; pa eus liberte ez eus ato pec'het marvel. Ur zell grët dre un intantion fall, lenn ul leor fall, lavaret comsou lubric, cana chansonou dishonest, ober badineres vil, ober goall attouchamanchou, ar sonjou hac an desirou vil pa guemerer plijadur enno, a ra deomp coll graç Doue ha meritout an Ifern.
Daonet e viot mar caret ar plijadu-

rezou eus ar c'hic, eme an Abostol Sant Paul.

Aon hoc'h eus rac ar maro, aon hoc'h eus da veza blesset en ho corf, ne allit souffr taich ebet na var ho bisaich na var ho tillat ; mæs peguement ne dleit-hù quet ive caout aon rac ar sonjou, an desirou , ar c'homsou hac an actionou dishonest, pa eo guir e tefiguront hoc'h ene hac e rentont anezi horrubl ha desiguret dirac daoulagat Doue ; rei a reont me mes dezi ur maro cals terruploc'h eguet maro ar c'horf.

D'an eil , ar pec'het a lubricite a zeu da ruina yec'het an den ha da brecipita e varo. Hennez eo ar santimant eus an oll vedicinet hac an experianç a zeu da brouvi quemense.

Ne ouzoc'h quet peguement eo bras ar gaou a rit ous ho yec'het dre al libertinach. Carout a rit ur serpent pehini hoc'h ampoëzono ; ar pec'het milliguet-ze a zo un ampoëzon dangerus pehini a raï deoc'h

souffr c'hlènvejou estranch; ne fallo quet deoc'h marize va c'hredi , guir eo cousgoude quement - mâ. Diveat e vezò deoc'h clasq remed pa ho pezo lonquet an ampoëson ; ma ne fall quet deoc'h va c'hredi, credit da viana an dud honest ha sincer pere o deus mui a squiant ha mui a experianç evidoc'h ; an dud-ze a lavaro deoc'h penaus e moc'h en danger da veza collet. An drouc - sant , ar gouttou ha gals clènvejou-all poaniussoc'h ha mezzsoc'h c'hoaz a raï deoc'h anavezout ar virionez ; digoret eta ho taoulagat ha bezit fur en ho yaouanctis.

Beza alfen c'hoas represanti deoc'h ar c'holl eus ar madou temporel pehini a so alies occasionet dre an impudicite. Al libertinaich a so caus eus a gals procesou, eus a gals scandal hac eus a gals maleüriou. Caus eo da veur a hini d'en em ruina, d'en em ganna, da goll o enor ha d'en em laza. An impudicite a zeu da droubli ar famillou, ar c'hæriou ha gals broïou;

an impudicite a so controll d'ar feiz ha d'ar religion. Chetu aze, va lecteur, ar maleüriou eus a bere eo caus al libertinaich.

D'an drede erfin, ar pec'het dishonest a zeu da briva an den eus a c'hraçou Doue, eus a garantez Jesus - Christ, eus a brotection ar Verc'hes hac eus a intercession ar Sænt hac an ælez; tenna ra var nezâ coler an Autrou - Doue, ha Doue a zeu d'e bunissa dre ar bunionou an terrupla.

Piou bennâc a so sujet d'ar pec'het vil-ze, a so indign da dostaat ous ar sacramanchou; ober a ra ur sacrileich quenalies gueich ma receo ur sacramant bennâc; ar vez, ar confusion, an affeul er memes pec'hejou a rent e ene incapabl da receo ar sacramanchou.

Un den libertin ne gred quet en em lacat e presanç Doue evit ober e bedennou; ha mar en em laca var e zaoulin, ar sonjou vil a zeu da zistrei e speret; n'en deus mui goud ebet evit an exerciçou eus ar biele;

abandoni a ra an devotion, nemet dre boan memes ñe fall dezâ guelet an dud honest hac o frecanti.

Un den libertin a so ato troublet e speret dre bep seurt poaniou; tourmantet eo ato gant remorjou e gous-tianç, gant ar scrupul ha gant ar spont rac ar maro ha rac jujaman-chou Doue; mar fell dezân en em gorrija e renq souffr poanniou di-remed pere en dalc'h ato er goall habitudou en despet dezâ.

Ma ne d'oc'h quet touchet gant quement - mâ, gortoït ar maro; er momet-ze ar sonch eus ho tizurzou a zui d'ho tourmanti, er momet-ze e viot var poent da barrissa er ju-jamant; Doue a reprocho deoc'h neuse ho crimou vil ha mezus. Pe-naus allot - hu parissa dirac Jesus-Christ, dirac ar Verc'hes, dirac an Ælez hac ar Sænt? Er momet-ze e viot precipitet en Ifern; eno e viot laqueet var ur guële tan e compai-gnunez al loënet ar vila hac ar spons-tussa; eno e rencot paëa quer ar plija-durezou criminel da bere hoc'heus en

em roët er bed-mâ; eno e viot ato o voëla hac o crial epad an eternite; eno e viot en un arraich hac en un disesper eternel; ha malheur, ha malheur, ha malheur deoc'h epad an oll eternite ma ne fall quet deo'ch bremâ en em gorrija eus ho coall vuez!

REMEJOU

A enep ar Pec'het a impurete.

I. MARD'och maleürusamant angaget er pec'het a impurete, grit ho possupl evit sortial quenta ma ellot eus ar stad-ze dre ur confession fournis, anterin, accompagnet eus ur guir glac'har. Ar confession-ze a dle beza adalec an amser ma hoc'h boazet d'ar viç a impurete. Ar guella eo ober ur retret mar hoc'heus ar gallout hac ar gominodite.

II. Grit penigen, hennez eo ar voyen da satisfia evit an amser passeet ha da bourvei evit an amser da zont; pedit ho c'homfessour rei deoc'h pinigennou corporel ha me-

mes re all, hervez ma ho cavô disposet. Ha pa na 'veac'h quet couplab eus ar pec'het a impurete, e allit gouscoude en em servicha eus ar voyen-mâ, da lavaret eo, beza allit quemer pinigennou ac'hanoc'h-hoc'h -unan evit perseveri e graç Doue; ar brassa sãent o deus en em gomportet evelse ha cals profit o deus tennet eus ar pratic-mâ.

III. Bevit ato en un disfizianç vrás ac'hanoc'h-hoc'h-unan; tec'hit diouz ar goall gompaignunezou pere o deus ho laqueet da bec'hi; pellaît diouz an oll occasionou pere alfe ho laaat da offanci Doue; ne chommit jamæs e toëz ar re pere a so sujet d'ar c'homsoù vil ha d'an actionou dishonest; diouallit dioc'h ar guriositeou, ar c'homsoù inutil, ar zellou immodest, al leoriou fall ha dioc'h pep antretien gant personaichou eus ur sex-all peguer vertuzus bennâc e parissent.

IV. Ret eo deoc'h practica un devotion reglet, sincer ha constant. Grit ato ho pedennou diouz an nos

ha diouz ar mintin; grit bemdez ur reflexion bennâc var ar maro, ar ju-jamant, an Ifern ha passion hor Sal-ver, etc. Lennit bemdez ul leor mad bennâc, assistet en offeren, tostaït alies ouz ar sacramanchou gant an dispositionou necesser, antreït bemdez e diabarz ho calon, it alies d'ar sermon, frequentit an dud fur ha vertuzuz, en em roït d'ar studi pe-autramant da ul labour-all bennâc honest; quemense tout allo servicha deoc'h evit conservi hoc'h innoçanç.

V. Ar sonch eus a bresanç Doue, un aon d'en offanci, ar spont rac e jujamanchou, ur garantez tener evit Jesus-Christ hac evit e Vam santel, an devotion e quènver an AÉlez-mad hac en andret Sant Joseph, quemense tout a so moyenou excellant evit conservi an innoçanç.

Antreït e diabarz ho calon a em-ser-da-amser. Sul-vui-ma sonjot e Doue hac en ho coustianç, sul-velloch e conservot ar burete. An drouc-speret a so ato o clasq ho surpren hac ho coll, bezit ato en

disfizianç, ato prest da resista ha d'en em zifenn evit gallout en em savetei ; ho puez eternel a zepand a guemense.

Mar hoc'heus ar maleur da goëza adarre er pec'het, ne gollit quet couraich ha reparit ar c'holl hoc'heus grêt ; en em servichit eus ur beden ver bennâc, grit alies aspirationou evit antreteni en ho calon ar respet hac ar garantez pere a soleat da Zoue.

AVISOU HA MAXIMOU

Util meurbet da bep Christen.

CHELAOUTI mad an diou virionezmâ hac ho pêt sonch anezo. Da guenta, *n'eus nemet un Doue pehini en deus crouet pep-tra hac a gonsere pep-tra*; d'an eil, *un eternite eürus a so destinet d'an dut just hac un eternite maleürus d'ar bec'herien*. Ne allit quet doueti eus an diou virionez-ze; ha mar douetit eus a que-

mense, ez oc'h exposet da bep seurt maleüriou ; ur follentez eo controll d'ar sclerigen ha d'ar sanitant naturel, condaonet gant an oll nationou eus ar bet, ha condaonet c'hoas gant an oll dud a squiant eus an douar.

Quement bonheur a ellit pretandi er bed-mâ hac esperout er bed-all a zepand absolumant a Zoue. Pa hon deus ezom a ur re bennâc en un affer important, e reomp hor possupl evit meritout e c'hraçou mad ; depandi a rit a Zoue absolumant ; n'hoc'h eus recevet ar vuez nemet dre e faveur, evelse ive ne allit caout netra nemet dre e assistanç ; considerit eta bremân pegument eo important evidoc'h servicha Doue ha plijout dezàn. Ha sonjal a rit-hu en draze ? Ha sonjal a ra deoc'h-hu e allot meritout e faveur hac e assistanç ma ne servichit anezàn ha mar èn offanset ?

Doue eo ho mæst souveren ; meritout a ra beza enoret ha respectet muy eguet an oll Brincet hac an

oll Ronanez eus an douar. Penaus eta en em gomportit-hu en e andret ?

Doue a so tad deoc'h, ho crouer eo, an Autrou-Doue a so ar sourcen hac ar princip eus an oll vadou a bere e chouisset ; carout a dleomp ar re hor c'har hac ar re a ra vad deomp. Jamæs den n'en deus grêt deoc'h quement a vad hac an Autrou-Doue, da bep momet e ro deoc'h graçou, mæs ha beza oc'h-hu anaoudec eus e vadeles ? Ha carout a rit-hu Doue ?

Aon hoc'h eus rac ur Roue, respect hoc'h eus evit un den a autorite ispcial pa ve presant ; ne credit ober netra en e bresanç a gument a ouffe displijout dezâ. An Autrou-Doue a so ur Roue bras pehini a so partout, pehini a vel tout, beza ell en ur momet lemet ho puez digueneoc'h hac ho precipita en Ifern mar en offanset. Hac aon hoc'h eus-hu eta rac an Autrou-Doue ? Hac èn respecti a rit-hu ?

Doue a so oll-galloudec hac in-

finimant mad , ho pêt eta fizianç ennâ : mæs Doue a so iveau infini-mant santel , infinimant just , ne all quet souffr ar pec'het hac en punissa ra abret pe a zivead ; alies memes en deus punisset var ar plaç ar re o divige ar maleur d'en offansi. Quemense a ell c'hoarvezout gueneoc'h , ha perac ne c'hoarvezze quet ? Ho pêt eta aon rac justiç Doue ha diouallit da abusi eus e vadelez.

Diouallit dioc'h certen tud pere a vêv var an douar evel pa ne ve quet a Zoue ; pere a lavar hac a ra ar pez a blich ganto evel pa n'o deffe na mæstr na Crouer da behini e ranquint rent cont eus o c'homportamant. Ho pêt sonch ez eus un Doue pehini a dleit respeti ha da behini e renquit obeissa ; ar re o deus èn servichet er bed-mâ a so bremâ recompanset en Eon ; mæs ar re o deus èn dispriget , ar re o deus èn ancone-c'heet var an douar a so bremâ e tan an Ifern. Bezit sur diyar goustan an Ifern.

ar re-all ; diouallit d'anconeç'hât ur mæstr quer santel , quer just ha quer galloudec ; goulennit aveichou digueneoc'h hoc'h unan : *mar la-varàn ar c'homsoù-ze , mar greàñ an action-ze , haplijadur a rin-me da Zoue ? Leverit alies , aon ameus da zisplijout d'am Doue , carout a ràn va Doue , en respecti a fell din ; va guelet a ra , hac evelse ne fall din lezel netra em c'houstianç a gement a ouffe rei displijadur dezàn.*

Lavaret a rit penaus ez oc'h chris-tent ha penaus e credet e Jesus-Christ : mæs hac heulia a rit-hu e exemplou? Hep an dra-ze n'ez eus quet a Varrados evidoc'h ; couls e vige bet deoc'h ne vige quet deut Jesus-Christ var an douar ; ne servich da netra deoc'h douguen an hano a gristen , mar bevet eguis un turc pe ur païen. An impiete , an injustiç , ar golier , an impurete hac ar viçou-all a rent ac'hanoc'h martese hènvel ouz an infidelet , ha parconsecant ez oc'h indign da gaout lod e meritou hac e graçou Jesus-Christ. Considerit e pe stad em'oc'h.

An afferou bras a c'houlen un application vras; ar brassa affer hon eus er bed-mâ eo servicha Doue hac ober hor silvidiguez. N'ez omp laqueet var an douar nemet evit an dra-ze; hon eternite eürus pe maleürus a zepand a guemense. Da betra e servicho deomp-ni quement so er bed-mâ, mar collomp hon ene; ne dleomp eta sonjal nemet e Doue hac en eternite. Hon oll sourci, hon oll affection a dle beza da servicha Doue ha da bratica ar vertuz evit meritout, goude ar vuez-mâ, an eürusdet eternel; hac evelse en em gomportithu? Ma ne rit an dra-ze n'hoc'h eus na fei na ræson; beva a rit eguis un aneval pe da viana eguis un den barbar.

Songit alies e Doue hac en eternite; deziret a greis ho calon servicha Doue ha gounesit ar vuez eternel; *ha pebes bonheur mar gallan meritout ar Barados!*

Grit, evit meritout graçou Doue, ar pez a raffac'h evit gounesit protection ur roue pe ur prinç bennâc

a pehini e tepant ho fortun; grit, evit gounesit an eón hac ar bonheur eternel, ar pez a ret, c'hui hac ar re-all, evit beza eürus er bed-mâ; ho pêt aon rac an ifern ha rac ar pec'het quement ha ma hoc'h eus rac ar maro hac ar c'hlènvejou, ha quement ha ma hoc'h eus da goll homadou pe hoc'h henor.

D'ar mintin, quemerit ar resolution da ober en devez - ze un dra bennâc evit gounesit ar barados; ha diouz an nos, examinit ho coustianç, da c'houzout ha c'hui hoc'h eus gret un dra bennâc evit Doue hac evit an Eon.

Mar desirer en em savetei, teac'hit eta diouz ar pec'het, ha perseverit ato e graç Doue; leverit ar c'hom-sou-mâ ur veich bemde da viana:

Ar maro a so sur.

An heur anezi a so diasur.

Peguen terrubl eo jujamant Doue!

Peguer spontus eo an ifern!

Peguen hir eo an eternite!

Peguen eürus e ven-me dan heur ar maro, ma alfen lavaret gant gui-

rione, penaus n'am eus quet offancet Doue marvelamant abaoue pell-amser! Ret eo din absolumant caout ar satisfaction-ze; me fell din bremâ commanç labourat evit va silvidiguez. Ober a rin va fossUBL evit tremen an devez-mâ hep commetti pec'het marvel ebet; mar gallân mèmes ne gommettin pec'het veniel ebet, da viana gant gouiegues.

« O va Doue, va sicouret dre ho « craç ; hamar guellit penaus en em « rentin coupabl eus ur pec'het mar- « vel bennâc arauc fin va buez, va « zennit bremâ eus ar bed, rac « guell eo guene mervel en ho craç, « eguet beva er stad a bec'het mar- « vel. »

A hed an deiz, songit ha leverit ar c'homsou-mâ : « O va Doue, gou- « zout a ràn penaus ez oc'h presant « partout; gouzout a ràn ive penaus « ne faut nemet ur pec'het marvel « evit meritout an ifern. Va Doue, « me ho car a greïz va c'halon, hac « aon am eus rac ho coler; guell eo « guenin mervel eguet hoc'h of- « fansi. »

QUENTÀ TRA

En deus un den yaouanc da ober en ur antreal er bet, eo conservi ar santimanchou hac ar praticou a biete pere en deus observet en e yaouanctis.

C'HOARVEZOUT a ra penaus an dud yaouanc, goude beza antreet er bed, a zeu da chench santimant. Abandoni a reont ar praticou a biete da bere e voent boazet en o yaouanc-tis: ancounec'haat a reont o fedennou ordinal, al lectur spirituel, freqantacion ar sacramânchou hac ar gönüration gant an dud honest; aon o deus ispicial rac ur c'honfessour fur ha prudant.

Rac - se e lavaràñ deoc'h penaus ar c'henta sourci a dleit caout en ur antreal er bed, eo conservi ar santimanchou mad pere hoc'h eus recevet, ar vertuz hac ar praticou mad pere a so bet desquet deoc'h. Evit conservi ar santimanchou-ze, songit

penaus ez oc'h obliget e pep occasion d'en em rei da Zoue; da obeissa dezàn ha d'en servicha gant fidelite.

Evit conservi ive ar praticou-ze a zevotion, ho pêt sonch penaus ez oc'h obliget da bratica ar vertuz ha da guemer ar moyenou necesser evit o fratica hac o c'honservi. Parlant hon deus gret eus ar moyenou a bere ec'h allit en em servicha, diouallit eta da zilezel ar praticou-ze, a zidan boan da veza collet; rac mar beac'h infidel dezo, e teuoc'h d'en em rei d'ar viç, coeza a reot e pep seurt defautou. Bezit eta ato fidel d'ho pedennou, d'al lectur spirituel, da frecanti ar sacramanchou, ha elasquit ato compagnuez an dud honest. Discleriet ho coustianç da ur c'homfessour fur; ar guella eo deoc'h en em adressi d'ar c'homfessour pehini en deus ho cunduet en ho yaouanctis, mar deo possubl gouscoude quemense. Chetu ase ar faut pehini a gommet peurvuia an dud yaouanc. Pa gommançont en em anavezout, o deus aon rac ar re o

devoa sourci d'o derc'hel en hent eus o silvidiguez, hac alies e c'hoare ma teuont d'en em relachi ha d'en em lacaat var an hent eus o dation.

Diouallit dioc'h quement-mâ, va lectour. Sant Augustin a lavar deomp penaus ne voe nemet an dra-ze caus eus e oll disurjou, rac, emezàn, den ne guemere sourci d'e gorrija eus ar viçou pere a gresque en e galon a-neubeut-a-neubeut. Ho pêt sonch c'hoaz eus ar pez a lavar ar Scritur sacr eus ar roue Joas, penaus e voe un den tur ha vertuzus epad ma voe er scol gant ar belec bras Joada; mæs pa ne voa mui dindan direction an den santel-ze, e teuas da veza un den mechant, en em goll a reas memes maleürusamant.





ANTRETIEN FUR

EUS UN ENE DEVOT HA C'HOANTUS EUS E
SILVIDIGUEZ.

Lennit var ho poëz ha songit ervad.

QUENTA CHABIST.

*Peleac'h e voan-me bremâ cant vloaz?
Da biou e rencàn - me va buez ha
va oll madou?*

I. **N**e d'on quet bed ato er bed-mâ : bremâ cant vloaz ne-voan quet var an douar : n'ez eus nemet uguent vloaz, tregont vloaz, anter-cant vloaz ma m'on er bed. E peleac'h e voan-me arauc an amser - ze? Beza voan en neant, beza voan e leac'h a so ar re n'ez int netra : neuse ne voan netra , n'am boa netra , ne allen netra. Mar g'ameus bremâ un dra bennâc mar g'ameus madou , gal-

lout , squiant , etc. „ quemense tout a so deut eus a netra. Doue en deus va c'hrouet preferablamant da un infinite ar re-all pere o divige gallet beza un dra er bed-mâ ha pere ne vezint birviquen netra. Va choazet en deus dre un effet eus e vadelez evit rei din ar vuez , petra bennâc ne veriten quet quemense.

II. Leac'h ameus eta d'en em humilia ; raeson o deus ar re all d'am disprijout. Tud ar bed a sonch dezo caout peadra da humilia un den fier , pa eller lavaret dezân penaus eo deut eus a netra , penaus ne voe netra neubeut a amser a ziarauc , ha penaus n'en devoa netra. Beza a allin ive lavaret an dra-ze din vanan , pa vezin attaquet gant ar pech'et a vanite. Piou ez on-me? Petra voan-me bremâ ez eus un nombrat bloaïou ? Eus a netra ez on savet. Ha leac'h ameus-me d'en em c'hlorifia eus an dra-ze ? Ha sonjal ameus-me gret en dra-ze aziarauc ? O va Doue , en amser da zont me en em gonsidero evel ur paour pe-

hini n'en deus netra nemet dre an alusen. Lavaret a ràn gant cals a humilite penaus n'ameus netra a-c'hanon va-unan ; ar vadelez hac ar visericord eus va Doue e deus roet din quement-tra ameus. Eus a betra e allàn-me'ta en em c'chlorifia ?

III. Cals anaoudeuez a rencàn da Zoue ; cals carante a dleàñ dezâ hac ur soumission vrás a so dleat da ur mæstr quer carantezus ha quer souveren. Mar g'ameus carantez evidon ma-unan, ha n'ez on-me quet obliget da garout an hini en deus roet din ar pez ameus ha pehini a so ato o veilli evit va c'honservation? Ha nez on-me quet obliget d'en drugarecât alies? Ha ne rencàn-me quet e anaout evit va mæstr ha va Autrou souveren? Ha ne dleàñ-me quet en em soumetti dezàn e pep-tra? Digantâ ameus recevet quement tra apparchant ouzon, quen ar madou corporel quen ar madou spirituel. Uza rencàn eta eus a bep tra hervez intantion an

Autrou-Doue hac hervez ar reglennou pere en deus etablisset. Ma ne ràn quet an dra-ze, ne vezin nemet un usurpator hac ur c'hrouadur revolte : meritout a rin coll ar vuez hac ar madou pere ameus recevet digantâ, mar greàn goal usaich anezo hac ispicial mar deuàn d'o implija ha d'en em servicha anezo a henep e volonté. Allas siouas, bevet am eus evel un den hep reglen hac evel un den pehini n'en deffe obligation ebet da Zoue! N'am eus morse lequeet va foan da c'houzout petra zeshire Doue diguenin quen neubeut ha pa n'am bivige bet mæstr ebet. Ha va ene consideromp petra ez omp bet evit en em humilia; consideromp ive petra ez omp bremâ dre ar vadelez a Zoue evit e garout hac èn servicha evel un tad mad hac ur mæstr oll-galloudec da behini e rencomp tout hac eus a behini e tepantomp e pep fæçon.

EIL CHABIST.

*Ar vuez-mâ ne bado quet ato , mæs
petra c'hoarvezo ganeomp-ni goude
ar maro ?*

I. TREMEN a ra va buez insansiblament hep sonjal penaus ez eo ret mervel ; calz amser a so passeet eus ar pez am boa da veva, ar rest eus va buez a basseo er memes fæçon ; da benn un neubeudic amser ne vezin mui var an douar. Mervel a rin couls hac ar re a so maro arozon ; quittaat a rin ive an oll grandeuriou hac an oll blijadurezou eus ar bed-mâ.

Perac eta e fall din-me c'hoas en em abusi da guemer va blijadurezou ha da ober va fortun er bed-mâ? Perac e collàn-me va amser o tastum madou ha pinvidiguezou pere a vezoz ret din quittaat? Da petra e servicho din-me an oll sonjou a so

d'en em savelei.

171

em penn ha pere a so continuellamant oc'h occupi va speret ? Quemense tout a zeui d'en em ziscipa evel moguet ha da zisparissa eguis ur sonch.

II. Petra c'hoarvezo guenin - me goude ar vuez - mâ, da lavaret eo , pa vezoz separat va ene dioc'h va c'horf ? Va c'horf a vezoz laqueet en douar eguis ur c'haign , goude-ze e vezoz debret gant ar prènvet ha rentet e ludu. Va ene a vezoz presantet dirac Doue evit renta cont eus ar pez e devezo grêt er bed-mâ hac evit receo goude-ze e departamant evif ar Barados pe an ifern.

O pebez dallente ! Pebez follente menagi gant quement a sourci ur c'horf pehini a so destinet da veza magadurez ar prènvet ! Pebez follente carout gant quement a affection ur c'horf pehini a vezoz un devez dispriget ha cazet memes gant va brassa inignonet ! Mæs pebez follente c'hoaz chom hep sonjal er gont em bezo da renta d'am C'hrouer ha d'am mæstr souveren gant pehini e vezin barnet gant rigol !

III. Mar gounezàn ar Barados, e vezin ennâ epad an eternite. Ha pebes bonheur! Mæs mar c'hoare gueñin beza condaonet da dan an ifern, e vezin ennâ o lesqui epad an eternite. Allas pebes malheur! Ah eternite eternite! Eternite a vonheur c'hui a so agreabl! Eternite a valeur c'hui, a so terrubl! Beza eürus eternelamant! Beza maleürus eternelamant! Quemense a virit va oll attanion, pa eo guir eo ac'hano e tepand va bonheur pe va malheur eternel. Goude beza passeet ur certen amser var an douar, e vezin obliget da vont da unan eus an daou blaç-se.

TREDE CHABIST.

*Evit petra en deus an Autrou-Doue
va c'hrouet ha va laquet er bed?*

I. Ar c'henta hac ar brassa eus va oll afferou er bed-mâ, eo affer va silvidiguez; hennez a dle beza va

d'en em savetei.

173

brassa sourci; e quemense e rencàn sonjal an aliessa hâ gant ar brassa attantion ma vezo possabl. Va oll afferou - all n'ez int netra da veza comparachet gant houmâ. Chelaouit mad ar pez a lavar Doue pehini a so ar virionez memes : *Petra servich da un den beza quemeret e blijadurezou, beza possedet cals madou ha beza bevet en henoriou, mar deu goudeze du goll e ene ha da veza daonet evit birviquen.*

II. Ha sonjal am eus-me gret endra-ze? Petra en deus va abuset-me bete bremâ? An oll sonjou pere a so bremâ oc'h occupi va speret, an oll boaniou pere a guemeràn a so inutil hac a vezo collet din; disparissa a raïnt dan heur ar maro, mæs divezat a vezo neuse anavezout ar virionez. Sonjomp abred eta da lacaat hor silvidiguez en assuranç, hounnes eo ar c'henta affer; ac'hano e tepand hon oll bonheur; ar rest ne deo netra e comparæson d'an affer-se. *Clasquit da guenta Rouantelez Doue, a lavar deomp Jesus-Christ.*

15*

III. Me a fell din agren sonjal em silvidiguez hac e lacaat en assuranç; goulen a ràn digant Doue, gant cals a ardeur, ar c'hraç da berseveri er pratic eus ar vertuz, hac er pedi a ràn da gaout truez ouzon. Me a bedo ar Verc'hes santel, va AEl-mad hac an oll Sænt da rei din sicour evit en em savetei. En ur ober an dra-se e vezin eürus, ha ma n'en greàñ quet e vezin collet. Ya, ya, quemer a ràn va resolution; sonjal a rin er c'homsoù-mâ, o lavaret a rin memes alies: *Petra rencàn-me desirout er bed-mâ! Ha ne deo quet beva ato e graç Doue, ha gounit ar Barados?* Quemer a rin eta ar c'homsoù-mâ evit reglen eus va oll actionou. Eürus eo piou bennâc a so e graç Doue, mæs n'ez eus den eürus hep graç Doue.



PEVARE CHABIST.

Ha beza vezin-me saveteet?

I. RET eo din-me sonjal em silvidiguez, mar fell din en em savetei; ret eo din practica ar vertuz hac ober œuvrou mad. Ar Barados a so diæs da c'hounesit. Mar fel din beza saveteet, e rencàn soufr poan. Hent ar Barados a so diæs; dor ar Barados a so stris, a lavar deomp Jesus-Christ.

II. E petra e sonjàn-me? Ha var an hent mat ez oun-me? Ne gue-meràñ poan gant netra; senti a ràn ouz va inclinationou; heulia a ràn va fassionou direglet; teac'het a ràn diouz al labourou hac ar poaniou; coussuet a ràn, dibri, c'hoari, carout va oll blijadurezou; bournen a ràn hervez va faltazi hep sonjal e bolonte Doue. Dibaut eo pa sonjàn e Doue; tremen a ràn va buez en ur lachete hac en ur feneantis con-

tinuel; beva a ràp evel pa ne ve ret din ober netra evit en em savetei. Hac hennes eo an hent stris? Salocraç, hennes eo an hent ledan, hent ar bed, hent an dud collet. Ma alfen gounit ar Barados en ur veva ato er fæçon-ze, ne ve quet difficil d'en em savetei. Petra ameus-me gret evit Doue bete bremâ? Petra am eus-me gret evit Jesus-Christ? Petra am eus-me gret evit va silvidiguez? Petra am eus-me gret evit meritout ar recompançou infinit eus ar rouantelez an Èê? Petra am eus-me gret evit gounit ar Barados? Netra, siouas, pe casi nelra, ha cals traou am eus gret pere a virit an ifern.

III. Ya guelet a ràn bremâ penaus ne mon quet var an hent mad; mar continuàñ, n'ez eus Barados ebet evidon; collet ez oun da virviquen ma ne chènchàn a vuez. *An hini ne fall quet dezàn en em incommodi evit va servicha, ne vezò quet dign da veza galvet christen, n'en de vezò quet lod em graçou mad, ha ne antreo quet e va gloar.* Jesus-Christ eo

a lavar an dra-se. Ha ne rencàn-me quet e gredi? Petra dleàñ -me da ober? Ret eo din quittaat va buez direglet; ret eo din resista ouz va humor, mortisia va fassionou, arreti va inclinationou. Ret eo din quermer ur boan bennâc evit en em dreac'hi. Ma ne renonçan din va unan, e rencàn renonç da Jesus-Christ ha d'e Varados.

O va Salver, petra zesirit-hu diguenin-me? ne fall din apparchanti nemet ouzoc'h, va Jesus, ha ne fall din beva nemet evidoc'h. Va oll desir eo ober ho bolonte divin, cousto -da -gousto. Prest ez oun da ober ar pez a blijo gueneoc'h, ha pa ranqueffen souffr ar prison hac ar maro memes.

PEMPET CHABIST.

Ret eo da bep Christen caout horrol ouz ar Pec'het marvel.

PEGUER commun eo ar pec'het mar-

vel er bed! Ma anavezzemp ar pec'het marvel, ma anavezzemp peguemment ez eo difaçon, ha beza alfempi e gommelli quen-alies ha gant quement a facilite? Ha beza alfempi memes sonjal ennâ hep caout spont ra-zâ?

An hini a gommet ur pec'het marvel a zeu da zisprijout Doue, da zisprijout Jesus-Christ ha d'en em goll e-unan. Commetti ur pec'het marvel eo ar brassa malheur a ouffe birviquen erruout gueneomp.

I. An hini a gommet ur pec'het marvel a zeu da zisprijout Doue, rac en ur gommelli ur pec'het marvel, e teuer da ober pe da lavaret, pe da sonjal un dra bennâc controll d'ar volonté divin pe da unan eus ar gourc'hennou, ar pez ne ouffe quet plijout da Zoue. Disen a ra ouzomp touet, disen a ra drouc-prezec eus an nessa, disen a ra memes outragi an nessa dre hor c'hom-sou; disen a ra c'hoaz al laëronci, an injustiç, al lubricite, ar mezventi hac ar pec'hejou-all hènvel ouz ar

re-ze, ha quemense tout a zidan boan a zaonation. Ouzpen an dra-ze, Doue a so e pep leac'h, guelet a ra oll, cleout a ra quement a basse er bed-mâ; mar greomp eta en e bresanç ar pez a zifén ouzomp, e teuomp neuse da zisprijout e autorite; hac evelse e teuomp da zisquez penaus ne reomp caz ebet nac a Zoue, nac eus ar Barados, nac eus an Ifern. En ur gommelli ur pec'het marvel e teuomp da zisquez penaus ez eo guell gueneomp contanti hor passionou ha senti ouz an ærouant, ha penaus c'hoaz ez eo guell gueneomp plijout d'ar bed eguet plijout da Zoue. Ha n'ez omp-ni quet eta bugale effrontet ha bugale insolant? Ur servicher n'en deffe birviquen an hardiezon da ober quement-all da ur mæstr.

An hini a zeu da gommelli ur pec'het marvel a so coupabl eus ar brassa ingrateri a ouffer da imagina; rac piou bennâc a gommet ur pec'het marvel, a zeu d'en em servicha eus e yec'het, eus e liberte hac eus

e vadou evit ober ar pez a zifenn' Doue digant pehini en deus recevet an oll donæsonou - ze. Ar pec'het marvel a zeu ato da attaqui ar vadeles a Zoue. O va Doue, pe seurt chatimant ne virit quet an ingraterize! disprijout ur vajeste quen terrubl! outragi ur vadeles quer bras ! O va ene, sonjomp mad e quemense !

II. An hini a gommet ur pec'het marvel a zeu da zisprijout Jesus-Christ, rac map Doue en deus en em groet den abalamour deomp. Souffr en deus gret a bep seurt misériou evit disquez deomp ar pez hon deus da ober evit gounit ar Barados. Persecutet eo bet, anduri en deus gret a bep seurt tourmanchou evit effaci hor pec'hejou hac evit obtenu deomp ar c'hraçou necesser da ober hor silvidiguez. Ha n'ez omp-ni quet eta obliget da garout ur mästr quer carantezus ? Ha ne rencomp-ni quet souffr un dra ben-nâc evit an hini en deus quement souffret abalamour deomp ? Ma en divige ur servicher gret ar c'hanyed

a guement-all evidomp, ha ne vempni quet obliget da garet ha da gaout consideration evitan? Mæs siouas, petra hon deus-ni gret evit Jesus-Christ? Eleac'h sonjal ennâ, eleac'h e garet ha tenna profit eus e exemplou mad, eus e instructionou hac eus e c'hraçou, petra hon deus - ni grêt? ar c'hontroll eus ar pez a dliemp da ober. Grêt hon eus goab a Zoue, dispriget hon eus an exemplou en deus roet deomp, torret hon eus e c'hourc'hemennou, rentet hon eus inutil an oll boaniou pere en deus quemeret evidomp, negliget hon eus an oll graçou pere en devoa meritet deomp, dispriget hon eus ar goad precius en deus scuillet evidomp, abandoni hon eus grêt an affer eus hor silvidiguez evit pehini en eus map Doue quemeret quement a boan. Ah tud foll ha ma zomp ! Ah bugale ingrat ! Penaus e allimpni apparissa dirac hor Salver ? Penaus e allimp-ni apparissa dirac hor barner ? Petra respontimp - ni d'ar reprochou pere a raï deomp ?

III. An hini a zeu da gommelli ur pec'het marvel a so e-unan caus eus e valeur : pa gommettomp ur pec'het marvel e teuomp da guittaat an Autrou-Doue, da renonç d'e servich ha d'en em rei d'an drouc-speret. Pebez chènchamant ! Quittat an Autrou-Doue pehini a so ur mæstr quen douç ha quer carantezus ha pehini en deus recompançou quer caër da rei deomp, evit servicha an drouc-speret pehini a so un tirant cruel ha barbar ha pehini n'en deus nemet tourmanchou da rei deomp ? Gouzout a reomp penaus ur pec'het marvel a ra deomp coll graç Doue ; gouzout a reomp penaus dre ur pec'het marvel e collomp an esperanç hac ar guir pehini hon devoa da vonet d'ar Barados, ha penaus c'hoas e veritomp beza precipitet en ifern. Cousgoude tud maleürusha mazomp, commelli hon eus grêt calz pec'hejou marvel ! en em gomporti hon eus grêt evel tud pere a vige faller dezo en em zaoni, evel tud pere o divige renonceet d'ar Barados ha pere

a vige bet contant da veza daonet. Beva hon eus grêt evel tud pere ne vigent e poan na gant Doue, na gant ar Barados, na gant an ifern. Bete bremâ, hon oll desir a so bet da gontanti hor passionou ; petra hon eus-ni grêt siouas ! E petra hon eus-ni songet ! Ma vigemp maro er stadez da peleac'h e vige eet hon eneou ? O dallente ! O malheur ! Ha n'ez omni quet adversourien deomp hon-unan pa eo guir e commettomp fautou pere a so caus a valeüriou quer bras ? O va Doue, ni hon eus maz eus hon oll disurzou ! Ni hon eus glac'har da veza bevet er fæçon-ze ! Ya , ni hon divige caret mervel quentoc'h eguet commetti ar seurt crimou-ze, ma hon divige anaveet anezo : misericord, ô va Doue, misericord ! Renonç a reomp agrenn d'ar pec'het abalamour ma tisplich deoc'h. Mervel a raïmp quentoc'h eguet commetti ur pec'het marvel hepquen, ha quentoc'h memes eguet en em laquat en occasion da gommetti unan. Mar deu an AÆrouant da

fallout deza hon templi, ni en em zifeno ouz ar pec'het gant mui a nerz hac a gouraich eguel ne seuf semp da zifenn hor madou, hon enor hac hor buez.

C'HUEC'H VET CHABIST.

Ne chommit quet pell e stad a Bec'het marvel.

I. An hini a gommet ur pec'het marvel a so coupabl eus ar brassa ingrateri a ouffer birviquen imagina; mæs an hini a chcm pell e stad a bec'het marvel hac a zale da zistrei ouz Doue dre ar binigen, a zeu da veza coupabl eus ar brassa dallente; commetti a ra memes en e galon un impiete horrubl, rac disquez a ra penaus ne gred nac e Doue nac en ifern. Epad ma vezin e stad a bec'het marvel e vezin adversour da Zoue; gouscoude n'am bezo birviquen netra na birviquen va afferou n'o devezo isçu mad ebet, ma ne

zeu Doue d'am sicour; mæs penaus e allàn-me esperout e teui an Autrou-Doue da gaout sourci ac'hanon hac eus va efferou pa vezin e adversour?

An hini en deffe offancet un den a bouez hac a autorite, ma teuffe goudeze d'e basseal hep e saludi, ma raffe goab eus e goler ha ma teuffe da c'hoarzin ha da vadinal en e bresanç evel pa n'en deffe morse offancet anezâ, ha ne ve quet hennez un den insolant hac un den effrontet? Gouscoude ober a ràn quemense da Zoue, goude beza èn offancet dre va c'hrimou e apparissàñ dirazâ; c'hoarzin a ràn, dibri, eva, en em zivertissa en e bresanç hep caout aon rac e justiç na goulent pardon digantâ. Ah den miserabl, ober a ràn goab a Zoue! Ha ne d'eo quet capabl quemense da excita e goler ouzon ha da denna e vanjanç var ma fenn.

II. Ar feiz a lavar din penaus ez eus un ifern evit ar re a varvo e stad a bec'het marvel. Guelet a ràn dre an experianç, dre ar ræson ha

dre ar feiz memes penaus ar maro
 a so sur, ha penaus an heur anezi
 a so diassur. Piou en eus assuret
 din-me penaus ne varvin quet subi-
 tamant? Meur a hini o deus bet ur
 maro subit pere a barisse quer yac'h
 ha me; esperout a rent chom c'hoaz
 var an douar, differi a rent o c'hon-
 version eveldon - me, maro ez int
 gouscoude e stad a bec'het marvel,
 collet ez int hep esperanç da veza
 saveleet, doanet ez int da virviquen;
 quemense a ell c'hoarvezout guenin
 ive; ha perac ne c'hoarveze quet?
 O va Doue, mar c'hoarve ar malheur-
 ze guenin! Penaus e allàn-me en em
 rejouissa, penaus e allàn-me beza
 tranquil pa ez on exposet da un
 danger quer bras? Douguen a ràn
 em c'halon ur serpent milliguet hac
 un ampoëson dangerus. Em'on var
 bord an ifern; justiç Doue a so a
 uz va fenn, an drouc-speret a bep
 coste din, ar maro adreon va c'hein,
 ur punç leun a dan a so a is va
 zreid. O va Doue, e peleach'h em'on-
 me! E pe stad emâ va c'houstianç-
 me!

III. Ha pa ne varsen quet subita-
 mant, piou en deus assuret din-me
 bezo ur bælec d'am c'hoëz epad va
 c'hlènvet divezâ? Piou en deus as-
 suret din-me em bezo nerz avoalc'h
 evit examina va fec'hejou hac evit
 en em excita d'ar glac'har da veza
 offancet Doue? Hac ouspen an dra-
 ze, piou en deus lavaret din - me
 penaus epad va c'hlènvet divezâ, em
 bezo bet ur gontrition suffisant evit
 meritout ar pardon eus va oll gri-
 mou? Piou er fin en deus assuret
 din - me e chommo va speret mad
 guenin epad ma vigen bet accablet
 gant ar c'hlènvet? Ha pa alfen, sup-
 poset, coës va fec'hejou ha receo
 va oll Sacramanchou epad va c'hlèn-
 vet diveza, gouscoude ar froës eus
 va oll œuvrou mad a vez collet din,
 quemense tout ne alfe quet servi-
 chout din evit gounit ar Barados,
 pa eo guir e ràn va oll actionnou e
 stad a bec'het marvel. Ma ve blesset
 va c'horf, e lacaffen va foan d'en
 parea, ma ve coet tan var va dillat
 e teuffen d'o hija buen; mæs ha ne

deo quet va ene preciussoch hac istimaploc'h eguet va c'horf? Ha ne dleàñ-me quet caout mui a aon rac ar pec'het eguet rac an oll accidantou hac an oll maleüriou eus ar bed? O va Doue! Anaout a ràn va follente, santout a ràn va faut, aon am eus da veza collet, anzao a ràn va dallente, hoc'h affronti am eus grêt, re am eus daleet, abusi am eus grêt eus ho patientet; mæs a vremâ e fell din sortial eus ar stad fall e pehini e mon. Pardon a c'houlennan diagueneoc'h; misericord, ô va Doue! Monet a ràn da goëz bremâ-soudan, ne c'hortoïn quet da varc'hoaz, n'ez eus quet martese a varc'hoaz evidon, rac-se leac'h am eus da gaout aon.

SEIZVET CHABIST.

*Un dastum a gals songesonou evit lacat
hor poan da ober hor silvidiguez.*

Ne vezin quet ato er bed-mâ! Goude ar vuez-mâ ez eus ur vuez-all pehini

ne devezo fin ebet : Ar vuez-ze a vezoz eürus eternelamant er Barados, pe maleürus eternelamant an ifern!

Allas! e ber amser e vezin en unan eus an daou blaç-ze, da lavaret eo, er Barados pe en ifern; mæs e pehini anezo en em gavin-me? Mar gounezàn ar Barados, ô peguen eürus e vezin-me! Mæs mar couëzàn en ifern, siouas me a vezoz maleürus !

D'an heur eus ar maro e vezoz unan eus an daou blaç-ze merquet din dre un arret hep apell, dre un arret pehini n'alleur na corrija na terri.

N'ouzon quet an heur eus va maro n'ouzon quet parconsecant p'eur e vezin er plaç a vezoz destinet din epad an eternite.

Gouzout a ràn mad penaüs a rançan mervel abret pe aziveat, mæs n'ouzon quet ar momet; martese hirio siouas !

Me am eus anaveet tud pere e so maro subitamant. An dud-ze a semblante beza quen dispos ha me;

mæs pa zeui ar maro d'am c'haouet,
da betra e servicho din-me an oll
zonjou pere a so oc'h occupi va
speret ?

Mæs mar deu ar maro d'am surpren e stad a bec'het marvel , da be leac'h e zaï va ene ? Me alfe beza surprenet er stad-ze. Meur a hini a so maro gant ur pec'het marvel var o c'houstianç ; sonjal ar re dezo o divize bevet c'hoas hac o divize bet an amser da goëz o fe c'hejou , mæs daonet ez int da virviplen. Quemense all c'hoarvezout guenin ive : ha perac ne c'hoarvezet quet ? Piou en deus assuret din-me ar c'hontroll ? Mar c'hoarve an draze , chetu me collet evit jamaës !

Apparissa ranquin dirac Doue ; petra lavarin-me neuse , petra rime mar ben coupabl ! Allas , mar ben daonet ! O va Doue ! beza daonet , coll va Doue , coll ar Barados , coll va ene ! Beza en Ifern , ha chom en ifern da virviplen ! Ah pebez tourmanchou ! Tourmanchou spontus , tourmanchou horrubl pere

n'o devezo fin ebet , pere a bado epad an eternite ! Ah eternite , eternite !

Da betra siouas e servicho din-me neuse beza heuliet ha contantet va fassionou , da veza quemeret va oll blijadurezou , da veza recevet cals enoriou ha possedet cals madou , mar c'hoare guenin goudese coll va ene evit jamaës ? Ha ne d'eo quet collet va squiant mad guenin-me , pa fell din c'hoas en em exposi da un danger quer bras ? Ya , ya , n'ez on nemet un den dall hac un den foll ! Me fell din en em ziouall oc'h ar maleur-ze evel rac ar brassa a ouffe birviplen arruet guenin .

En em savetei a fell din cousto da-gousto ! Assuri a fell din abred an affer eus va silvidiguez. Hounez eo va c'henta affer , hounez eo an affer a gonsequanç ; nam eus netra var an douar preciussoc'h eguet va ene ; guell eo guenê coll que ment am eus eguet oll va ene ; da betra e servicho din-me quement a so er bed-mâ , mar ben daonet ?

Gant aon da veza suprenet gant ar maro e stad fall , e tiouallin ato ne gommettin muy pec'het ebet , ha mar c'hoare guenin commetti unan-bennâc , e zin diouz tu da goëz , hac ur veich-all e tec'hin diouz an occasion da bec'hi.

O va Doue , accordit din ur c'hraç ! Ne bermetit quet e teffen d'hoc'h anconeck'hât na d'en em anconeck'hât va-unan ; ne bermetsit quet e vefenn evel un den hep reglen , pehini n'en deveus sourci ebet eus e silvidiguez ; na bermetit quet e teuffen den em fiziout re var an esperanç eus ur vuez hir , na var ur chenchamant a vuez pehini siouas n'arruo marteze birviquen ; an esperanç tromplus-ze a so bet caus a zaonation a gals a eneou , hac a so caus ma teu c'hoaz hirio eals tud d'en em zaoni .



EISVET CHABIST.

Pratic æz hac util meurbet evit un ene pehini e deveus c'hoant da assuri he silvidiguez.

MAR desiret beza saveeteet , e ranquit ober ho possUBL evit meravel e graç Doue ; mæs evit beza assuref da verval e graç Doue , e ranquit ive beva ato e graç Doue , rac ne faut nemet ur momet evit beza suprenet ; hoguen evit beva e graç Doue , ez eo ret respecti Doue partout ho caout ato aon d'en offanci . Evit conservi ar respect-ze e quenver Doue hac evit antreteni an aon-ze quer profitabl d'ho silvidiguez , songit alies er c'homsou-mâ hac o frnoncit a c'henou diouz an nos ha diouz ar mintin , hac avechou mesmes epad an deiz : mæs lennit anezo var o poëz ha songit mat .

« Doue eo va Autrou souveren ha
« va Zad biniguet . Obligetoc'h ez on

« de garet ha d'e enori eguet ne
 « d'eo ur c'hrouadur da garet ha da
 « enori e dad digant pehini en deus
 « recevet ar vuez corporel. Mui a
 « aon a dleàn caout da offanci Doue
 « eguet da offanci ur Roue eus an
 « douar. An Autrou - Doue leun a
 « vajeste ha va zad e guirione, a so
 « presant partout, guelet a ra oll,
 « cleout a ra quement tra a basse
 « er bed-mâ; beza ell lemel va buez
 « diguenin ha va lesel da goëza en
 « ifern evit ur pec'het marvel hep-
 « quen. Ha ne ven-me quet un den
 « ingrat ma teuffen d'en dishenor
 « ha d'en disprijout? O va Doue,
 « me ho car a greis ma c'halon aba-
 « lamour ma zoc'h va zad, abala-
 « mour d'an oll donasonou pere
 « hoc'h eus roet din, hac abalamour
 « c'hoas ma ez oc'h dign da veza
 « caret. Me a rentio deoc'h ato hac
 « e quement leac'h ma en em gavin
 « an enor hac ar respet a so dleat
 « deoc'h. Birviquen ne rin en ho
 « presanç netra capabl da zisplijout
 « deoc'h; guell eo guenê mervel
 « eguet hoc'h offanci. »

Leverit aveichou ar c'homsou-mâ,
 mæs prononcit anezo gant amser ha
 gant attantion « an heur eus ar
 « maro a so incerten, jujamant Doue
 « a so terrubl, an ifern a so spon-
 « tus; ne faut nemet ur pec'het mar-
 « vel evit beza daonet; beza alleur
 « beza surprenet gant ar maro en
 « ur stad fall pa songer an neubeuta;
 « eus a ur momet e tepand an eter-
 « nite. O va Doue, da betra e ser-
 « vicho din-me quement a so er
 « bed, mar collàn va ene da virvi-
 « quen! »

NAVET CHABIST.

*Reflexionou evit encouragi un Ene da
 bratica ar vertuz.*

Ha respecti a ràn-me an Autrou-Doue? Lavaret a ràn penaus e credàn e Doue, hennez eo ar c'henta articl eus va c'hreden: mæs ha beza am eus-me evit an Autrou-Doue an istim hac ar respet a virit?

En em arrelit amâ un neubeut gant admiration var bep articl.

I. N'alleur quet compren an natur eus a Zoue : Doue en deus an oll berfectionou pere n'o deveus fin ebet. Doue a so leun a vajeste. Peguer bras eo e c'hloar ! Peguer bras eo e furnez ! Peguer bras eo e c'haloud ! Peguer bras eo e recompançou ! An oll buissanç, an oll galloud, an oll vajeste eus a guement Roue a so var an douar, a so neubeutoc'h e comparæson da Zoue eguet ne d'eo ur breveden e comparæson da un den ! An Autrou-Doue a so brassoc'h ha puissantoc'h eguet an oll Roueed eus ar bed ; petra bennâc ma seblantont beza mistri d'an dud all, gouscoude n'ez int netra da veza comparachet gant Doue.

II. An Autrou-Doue en deus crouet ar bed universel dre ur goms hepquen, pebez galloud ! Beza ell en distrugi dre un taul lagat, pebez autorite ! E zorn e souten quement tra so, pebez nerz ! N'ouffemp quet beva hep e assistanç, pebez depandanç ! Ne goëz d'an douar delien ebet eus

ar guëz ne ve cunduet gantâ, pebez providanç ! Guëlet a ra tout, presant eo partout, anaout a ra ar sonjou ar maya cuzet eus hor c'halonou, gouzout a ra an niver eus a vleau hor penn hac eus a guement gueaulenn a so var an douar, pebez squiant ! En eo ar mæstr souveren eus an Eê hac eus an douar ? pebez domani ! Pebez pinvidiguezou ! quement tra a so er bed-mâ a zeu digantâ evel ma teu ar sclerigen eus an heaul, hac evel ma sorti ar voëredenn eus ar saurcen ; peguer bras eo an Autrou-Doue ! Hac èn so admirabl ! Hac èn so excellant dre e natur ! Hac adorabl dre e oll galloudec ! Ha compren am eus-me grêt an dra-ze bete vremâ ?

III. An oll dud assambles a so neubeutoc'h dirac daoulagat Doue, eguet ne d'eo ur beradic dour e comparæson d'ar mor bras. Mæs petra ez on-me e toëz an oll dud ? Neùbeutoc'h eguet un tamic douar. Mæs allas ! Petra ez on-me dirac Doue, pa eo Doue quer bras ha me quen dister ? Penaus e rencàn-me en em

gomporti e quever ur vajeste quen respetabl? Pebez'enor, pebez respet ne dleàñ-me quet da Zoue? Ha grêt am eus-me ma never er poentez? Pa sonjàn e Doue, ha carguet ez on-me a istim hac a admiration evit e oll berfectionou? Ha parlant a ràn - me gant respet a Zoue? Ha chilou a ràn-me gant respet parlant anezâ? En Ilis hac epad va fedennou, ha parlant a ràn-me outâ gant aon ha gant humilité? Ha siouas! Hac èn so neubeut a dud hac a voar petra eo Doue! Peguen neubeut a respet a so evit e vajeste! O va Doue, va mæstr, va autrou souveren, pardonit din mar plich gueneoc'h. En amser da zont me a rento mui a enor deoc'h; me am bezo mui a istim hac a respet evit ho majeste adorabl; me a rento deoc'h an oll neverou pere a dle renta d'e Roue ur c'hrouadur quer sempl, quer fragil ha quen dister ha ma zon; em fedennou, en ilisou me a vezou en ur respet hac en ur vodesti vrás; em oll actionou memes, me am bezo

sonch, penaus e vezin dirac ho majeste pehini a ra c'rena an eon hac an douar; ar sonch-ze a rai din quemer couraich evit ober ato va never.

DECVET CHABIST.

Reflexionou evit lacat un ene da garet Doue.

I. DOUE eo hor mæstr souveren pehini en deveus ar guir da commandi deomp; ordren a ra deomp e garet dre ar c'henta eus e c'hourc'hemen-nou. Ha n'ez on-me quet eta obliget da guemense? mæs penaus en em acquittàñ-me eus an never-ze? Doue en deveus an oll galiteou capabl d'am lacat d'e garet. Carout a rer ar vadelez, an douçder, ar santelez, ar justiç, an nerz, ar squiant, etc. Carout a rer un den pehini en deveus unan hepquen eus ar vertuziou-ze. An oll squiant, an oll vadelez, an oll vertuziou eus a guement den a so er bed, a so oll reunisset e Doue.

Doue eo ar sourcen eus a guement tra a so er bed ; hac evelse mar hon eus istim evit an dud ha memes evit an traou e pere e caver caliteou caër, ha ne dleomp-ni quet ive caret an Autrou-Doue dreist quement tra so pa eo guir en deveus an oll berfectionou-ze en ur fæçon ar parfeta ? Perac hon eus-ni ur galon nemet evit carout ar pez a so dign da veza caret ? Mar caromp an dud vad, perac ne garfemp-ni quet an Autrou-Doue pehini a so ar vadelez memes ? O madelez infinit ! O va Doue, sourcen eus an oll berfectionou , grit ma vezo va speret ha va c'halon occupet ato ac'hanoc'h, en hevelep-fæçon ne songin nemet enoc'h ha ne garin nemet-oc'h !

II. Caout a reomp hon tadou, hor mammou, hor madoberien, hor mignonet, da lavaret eo, carout a reomp ar re o deus grêt vad deomp hac ar re a fell dezo renta servich deomp. Mæs brassoc'h obligation hon eus da Zouc, eguet d'hon tadou ha d'hor mam-

mou ; mui a vad en eus grêt deomp an Autrou - Doue h̄a mui a vad a fell dezâ da ober deomp eguet hon oll mignonet. Birviquen hor madoberien ne rentint domp quement a servich ha Doue, n'a birviquen ne vezint en etat da ober quement evidomp. Digant Doue hon eus recevet hon oll madou quen temporel, quen spirituel. Roet en deveus deomp quement tra hon eus dre e bur madelez, petra bennâc n'hon devoa quet meritet an dra-ze ; prest eo c'hoas da rei deomp tuyoc'h ha brassoc'h donæzonou mar caromp en em renta dign anezo. Ha n'ez omp-ni quet eta obliget da garret Doue ? N'ez eus den er bed-mâda behini e tleomp tuyoc'h a respect hac a enor eguet da Zoue.

III. Petra ràn-me evit Doue ? Pe seurt merq a anaoudeuez a ràn-me dezâ ? Ha sonjal a ràn-me enna alies ? Ha n'ez on-me quet insensibl pa velân ez eo offancet ? Ha n'ez on-me quet bet laich d'e servicha bête bremâ ? Ha n'ez on-me

quet memes ingrat avoalc'h evit en offanci gant aon rac poan pe gant aon da zisplijout da ur mignon ? Ha n'ez eus quet er bed-mâ tud pere a garàn muyoc'h evit Doue ? O va Doue ! O va mæstr souveren ! O va madoberour binguet ! Ha ne d'eo quel ur væs din-me beza chommet bete vremâ hep sonjal en ho madelezou ? Mæs en amser da zont me a sonjo e que-mense aliessa ma vezo possabl din ; me ho caro a greiz va c'halon ; me a resproto dre va oll boaniou d'ar garantez hoc'h eus evidon. O va Doue , enoc'h ema va oll esperanç , enoc'h ema va oll madou ! Ne vezo nemet Doue ar mæstr eus va c'halon ; Doue a vezo va fartaich epad an oll eternite.

UNNECVET CHABIST.

Ha beza ez-on-me ur Servicher mad da Zoue ?

MAR credàn e guirione penaus ez eo Doue va Autrou souveren , ez,

on obliget d'e servicha , non-pas hepquen abalamour d'an donæsonou en deus accordet din , mæs c'hoas abalamour d'ar respect a so dlet d'e vajeste hac abalamour d'an esperanç am eus da veza recompanct er bed-all , mar e servichàn gant fidelite er bed-mâ ; obliget ez on c'hoas d'e servicha abalamour d'an aon a dleàn caout rac ar punitionou eus a bere en deveus va gourdouzet mar mancàn d'am never.

I. Petra ne rer quet evit an autrounez hac ar mistri eus ar bed ! Pebes poan evit contanti o inclinationou ! Pebez promptitud evit executi ar pez a ordrenont ! Pebez courraich evit senti ouz o bolonte ! Pebez soumission evit executi o ordrenançou memes ar re difficila hac ar re boaniussa ! Pebez respect n'o deus quet ar sugidi evit o roue ! Mæs n'ê quet gant ar bobl hepquen eo respectet ar roue , respectet eo c'hoaz gant quement duc ha prinç a so en e rouantelez ; den n'en deus an ardiezon da vancout pa gommard ar

roue ; senti a rer ato outa ha paranqueffer coll an oll madou , exposi ar yec'het ha lacât memes ar vuez en danger. Mæs ha ne virit quet an Autrou-Doue quement a enor , quement a respet , quement a obeissanç hac an oll roueed eus an douar , pa eo guir ar roueed a sujet d'ar maro , ha pa eo guir c'hoaz ez int eus ar memes natur hac o sugidi ? Guir eo certen quemense ! An oll roueed eus an douar ne veritont quet beza comparachet gant Doue an Eon.

Ha quement am eus-me a respet evit Doue hac evit ur roue ? Un digare bennâc am eus ato evit en em zispangi da labourat evit gloar Doue ispicial pa rençan souffr ur boan bennâc. Petra songen meta ? Penaus am eus-me servichet an Autrou-Doue ? Prest ez on ato da senti ouz un den a autorite , hac evit an distera difficulte e vancan da servicha Doue. Ya , o va Doue , anzao a rân va faut ! Pardonit din mar plich gueneoc'h da veza grêt

goab eus ho majeste ; me en em gomporto en ur fæçon all en amser dazont.

II. Pa gavàn un dra bennâc da c'hounesit gant ur re , e teuàn da servicha ar personnaich-ze gant promptitud. Evit un neubeudic arc'hant en deus ur servicher digant e væstr , e teu da guemer a bep seurt poaniou , captiva ra memes e gorf hac e liberte e pep seurt fæçon. Petra ne ra quet ar soudardet hac ar varc'hadourien evit caout ur profidic bennâc ? Petra ne ra quet an dud clân evit caout ar yec'het ? Pebez sourci evit gounezit ur garg pe ur benefiç bennâc ? Petra ne rer quet evit caout cant scoed rent ? Pebez poaniou , pebez dispignou evit meritout graçou mad ar roue , evit caout ur seignouri , evit gounit ur guær bennâc ! madou an Eê ha na dalvont-i quet cals muioc'h evit an oll draou-ze ? Peguement ne dlefemp-ni quet eta labourat a lacat hon oll poan evit o meritout ! Ha c'hoart hou deus-ni gouscoude da c'hounit recompançou an Autrou-

Doue ? Ha sonjal a reomp-ni en no alies ? Siouas pebes laichete ! Pebes leziregues ! Pebes ingratiri ! Pebes dallentez ! En ur velet hor c'hom-portamant e ve lavaret penaus ne gredomp quet e talfe ar barados ar boan de c'hounit , pe da viana ne ve affer da ober netra evit e c'hounit ! Evit un neubeut madou , evit un neubeut a enor , evit ur blijadur pe un divertissamant bennâc e quemeromp poan hac e labouromp ; mæs evit ar barados , da lavaret eo , evit ur rouantelez car-guet a binvidiguezou , a c'hloar hac a bep seurt gontantamanchou , ne guemeromp poan ebet . O follentez ! Ha nez-omp-ni quet caus eus hor maleur ? hac evelse e raïmp-ni ato ? Hac ato e vezimp-ni laich ha digouraich ?

III. Aon hon deus rac ar goler eus a un den a autorite pe eus a un den a consequanç bennâc ; aon hon deus rac ar punitionou , hac evit tec'het diouto , e teuomp da guitaat an oll blijaduresou , da abandoni hor

madou ha d'en em rei dal labour . An Autrou-Doue a so oll-galloudec , n'ez eus netra capabl da resista outâ ; ur gont rigourus hon devezo da renta dezâ eus an oll graçou hac eus an oll faveuriou pere en devezo accor-det deomp . Hac aon hon deus-ni ive da offanci Doue ha da zisplijout dezâ ? Ha sonjal hon deus-ni grêt en e jujamanchou hac er gont hon devezo da renta ? Ha sonjal hon deus-ni grêt en tourmanchou horrupl pere a so preparet en ifern d'ar re a vezo cavet coupabl eus ur pec'het marvel hepquen ?

Allas ! aon am eus rac pep tra , nemet rac an Autrou-Doue ! An aon rac un tad , rac ur mæstr a ra din labourat hac ober va never ; mæs siouas ne sonjân quet e Doue ! Aon am eus da vez a gourdrouzet pe castiet , mæs siouas n'am eus aon ebet rac ar reprochou pere a raï din an Autrou - Doue ; n'am eus aon ebet rac an tourmanchou pere a raï din souffr mar commettâur pec'het marvel . E pe leac'h ema va speret-

me? E pe leac'h ema va squiant-me?
 Ha christen ez-on-me? Ha beza ez-on-me un den ræsonabl? O va Doue!
 Me a vezo furoc'h en amser da zont!
 Ober a rin va fossabl evit contanti
 un Doue quer bras pehini a bromet
 din recompançou caër, mar caran
 e servicha, mæs pehini a zeu ive
 d'am gourdrous dre dourmanchou
 diremed mar dilezàn e servich!

DAOUZECVET CHABIST.

Ha me a so Christen e guirionez?

I. LAVARET a ràn penaus ez-on christen : ha beza ez on - me christen e guirionez? Beza christen eo credi da guenta quement en deus desquet deomp Jesus-Christ : d'an eil, ober ar pez en deus gourc'hemennet ; da lavaret eo, en imita ha beva evel ma deus bevet. *An hini n'en deus quet speret Jesus-Christ, ne appارchant quet ouz Jesus-Christ, eme an Abostol sant Paul : da lavaret eo,*

ne d'eo quet christen en effet. Ar c'henta articl eus a zever ur c'christen eo credi ar pez en deus lavaret Jesus-Christ. Hoguen diou seurt guirioneou so : ar re guenta ne zigoësont quet e pratic evel ma eo myster an Dreindet, myster an incarnation, myster ar redamption, etc. Ar re a zigoëz e pratic evel ma eo ar gourc'hemennou-mâ, carout hon nessa, disprijout madou ar bed, respecti hor c'herent, en ur guer, an oll gourc'hemennou var ar fæcon da veva.

Credi a ràn facilamant an oll guirioneou pere ne allan quet compren abalamour ma ez-on bet elevet e touez ar gristenien catolic ; mæs ha credi a ràn-me iveau ar guirioneou pere a gompreñan?

Jesus-Christ a lavar penaus evit en em savetei e renquer en em garout ; *an hini, emezâ, a gar e ene a gollo anezi* : ha credi a ràn - me an dra-ze? Ya, va Salver, credi a ràn quemense a greiz va c'halon, rac'hoant am eus da ober va silvidi-

guez, aon am eus da veza collet.

Jesus-Christ a lavar c'hoaz penaus eo maleürus piou bennâc en deus e blijadurezou er bed-mâ, ha penaus eo eürus ar re a so er souffrançou. Gourdrous a ra ar re binvidic, meuli a ra ar baourente; lavaret a ra eo eürus ar re o deveus naon ha sec'het eus ar justiç; ha credi mad a rân-me ar guirioneou-ze? Ha credi a rân-me anezo quer parfet ha ma credâr ar myster adorabl eus an Dreindet? Ha contant ez on me da verval evit souten ar guirioneou-ze? Ha siouas ne gredâr quet anezo! un den laich ez on hac un den lezirec da bratica ar vertuziou: ya, ret eo parlant since-ramant: en em gomporti a rân evel un den pehini a gred ar c'hontroll eus ar pez en deus lavaret map Doue; en em gomporti a rân evel pa ne grêten quet e Jesus-Christ; rac sonjal a rân penaus an dud pinvidic eo an eürussa a so var an douar, pe da viana seblanti a rân credi an dra-ze, dre ma clascàn ato va flijadur ha va liberte. En ur velet va c'hom-

portamant e ve lavaret penaus ne gavân plijadure rebefô pratica ar vertuz pa eo guir ne sonjân quet enni, ha pa eo guir memes am eus eres out-hi. Hac evelse eo beza christen e guirione? Ha n'ez on - me quet hènvel ouz ar juzevien, ouz an turquet hac ouz an infidelet?

II. Mæs consideromp bremâ an neverou all eus a ur c'hristen mad: hac hènvel eo va buez-me ouz hini Jesus-Christ? E oll sonjou, e oll affectionou a voe da ober bolontez e dad; mæs ha sonjal a rân-me iveau dra - ze? Nan, nan, siouas, ne sonjân quet e quemense! Jesus-Christ a voa ar vadelez, an douçder hac ar garantez memes. Pebez modesti! Pebez horrol ouz ar pec'het a impurete! Pebez humilite! Pebez obeisanç epad e vuez! Mæs ha possedi a'rân-me iveau ar vertuziou-ze? Non-pas unan anezo siouas!

III. Pe seurt esperanç allà - me caout da veza saveteet, pa eo guir penaus n'am eus nemet an hano a gristen. Couls e voa din ne vige quet

deut Jesus-Christ var an douar pa eo guir ne gredān quét ar pez en deus desquet din, ha pa n'imitàñ quet ar pez en deveus grêt. Ne istimàn quet, siouas, mui ar vertuz eguet ne ra ar bayanet! en em gomporti a ràn em oll actionou evel ur payen; da betra e servich din-me beza bet badeet, ma ne renonçàn d'an oll inclinationou eus an natur corrompet? An hini a lavar beza christen a dle beva evel ma en deus bevet Jesus-Christ, ha ma n'en ra quet ne d'eo quet christen en effet.

TRIZECVET CHABIST.

Sonjesonou mad evit hon excita da bratica ar Vertuziou.

I. DOUGUEN a rer respect evit un den a enor; ne greder quet ober na lavaret en e bresanç un dra bennâc hac a ouffe displijout dezâ; em'omp ato e presanç Doue, dleout a reomp dezâ mui a respect eguet d'an oll dud

eus ar bed; diouallomp eta da ober pe da lavaret un dra bennâc eus ar pez a ouffe displijout dezâ, respectomp ato e bresanç.

II. Ar brassa autrounes hac ar brincket memes a zeu ato da zentl ouz ar roue gant promptitud hac a galon vad pa gommard dezo; enoret memes ez-int pa recevont digantâ un urz bennâc, petra bennâc ma rentont alies souffr cals poan hac ober cals dispignou; perac eta ne zentimp-ni quet ouz Doue pa gommard deomp? Perac ne impligimp-ni quet hon oll madou evit e servicha? Perac ne quittaïmp - ni quet hon oll madou hac hon oll blijadurezou evit senti outâ? Perac ne souffrimp - ni quet un incommodite bennâc evit ober e volonté? Ha muioc'h a enor hac a respect a viril ar roueed eus an douar eguet an Autrou-Doue?

III. Jesus-Christ en deus quement caret ac'hanomp, quement en deus grêt evidomp, quement en deus souffret abalamour deomp-ni, ha ne d'eo quet just e teuffemp ive d'e

garout ha da ober un dra bennâc abalamour dezàñ? Pa en deus quemeret quement-all a boan evit savetei hon eneou, ha ne d'eo quet just e quemerfemp iveau ur boan bennâc evit procuri e c'hloar hac evit ober hor silvidiguez?

IV. Petra ne ra quet ar servicherien, al labourerien hac an artizanet evit gounesit o buez? Petra ne reont quet ar varc'hadourien evit un neuheudic arc'hant? Pebez poan, pebez fatic ne guemeront-hi quet? Ma ve esperanç da c'hounit cant scoed; ma ve quistion da c'hounit dec pe daouzez mil liour rent, petra ne raffemp-ni quet? Evit ur benefiç, evit ur garg, evit ur proces, gad a boan, gad a zispignou ne rer quet? Pebes soumission, pebes henor ne rent quet ar gourtisanet d'ar Prinç ha d'ar Roue evit gounesit o graçou mad? Pa hon deus antreprenet un affer bennâc eus a behini e fall deomp dont a benn, gad a boan, gad a fatic ne guemeromp-ni quet var hor speret ha var hor c'horf?

Mæs graçou mad-an Aulrou-Doue, an tènçoriou eus an Eon, ar vuez éternel, an immortalite, an eürusdet eus ar Barados, pehini a gompreñ an oll madou pere a ellomp imagina; ha ne veritont-hi quet e quemerfemp ur boan bennâc? Ha ne veritont-hi quet e quitaffemp an oll blijadurezou eus ar bed-mâ, hac e souffremp un incommodite bennâc evit o gounit.

V. Ma ver condaonet d'an amand pe da ur buniontion corporel evit ur goms vil pe un action fall, neuse pep-hini a zioualfe mad, neuse ne raffemp quet cals a fautou; gouscoude evit ur pec'het veniel, evit ul lachentes, evit ur goms lavaret dre goñer, evit ur gaou, e vezimp condaonet d'ar flammou eus ar purgator, e pere e souffrimp poaniou cals brassoc'h eguet an oll dourmanchou eus ar bed-mâ; coll a raïmp cals graçou, coll a raïmp ul loden vrás eus a c'hloar an Eê pehini a so da veza preferet d'an oll madou eus an douar. Ha ne dleomp - ni quet età

caout aon da gommetti an distera
pec'het?

VI. Ar pec'het eo en deus rentet
an drouc-sperel qu'en horrubl ha ma-
zeo. Ur pec'het marvel hepquen a
rent ac'h anomp difeçonoc'h hac hor-
ruploc'h dirac daoulagat an Autrou-
Doue ha daoulagat an AÉlez eguet
an oll monstrou hac an oll diaou-
lou eus an ifern. Goudese, hac hardis
avoalc'h e vezimp-ni c'hoas evit
commetti ur pec'het marvel?

VII. Caout a fell deomp an oll
traou caér eus ar bed; caout a fell
deomp ur c'horf groet mad, ur ye-
c'het, dad, dillajou precius ha pin-
vidic, ties bras ha caér; mæs ne ran-
comp-ni quet ive lacat hor poan evit
caout un ene caér, un ene mad hac
hep defaut, un ene ornet eus an oll
vertuziou pere alfe e renta parfet
hac agreabl da Zoue.

VIII. Aon hon deus da zisplijout
d'an dud ha da veza goapeet ganto;
ha ne dleomp-ni quet caout bras-
soch aon da zisplijout da Zoue, d'hon
AÉles mad ha d'an dud fur? Lavaret

a rer e rancomp øber evel an dud
all; greomp eta evel an dud honest,
ha non pas evel an dud vechant ha
libertin? Perac e falfe deomp-ni beza-
quento'ch hènvel ouz an dud dis-
quiant eguet ouz an dud fur?

IX. Ar vertuz a graç Doue a dall
muioc'h eguet an oll madou eus ar
bed-mâ. Ar pec'het eo ar brassa mal-
heur a ouffe arruet gueneomp. Goas-
soc'h eo ar pec'het ha brassoc'h aon
a dleomp caout raza, eguet rac an
oll maleüriou eus ar vuez-mâ. Mar
desiromp madou, ha mar hon deus
aon rac an distera malheur, perac-
ne lacafemp-ni quet hor poan evit
acquisita ar vertuz ha pellaat diouz ac
pec'het?



EXEMPLOU EDIFIANT.

QUENTA EXEMPL.

Ar vuez-mâ ne bado quet ato.

UN den yaouanc hanvet Rolland, goude beza passeet un devez penn-dâ-ben o c'hoari, oc'h ober cher vad, o tansal, hac e pep seurt divertissamanchou, dioc'h an abardaez, pa ve prest da vonet en e vele, e santas e speret occupet ha troublet gant ur sonch pehini a lavare dezâ :

“ Chetu an devez echu ; echu an danç, ar c'hoari, ar cher vad ; pas-seet int an oll rejouissançou ; da betra en deveus profitet an dra-se din-me ? Ma ranquen mervel bremâ, pe glenvel, da betra a serviche din-me an oll blijadure-zou-ze ? Ar rest eus va buez a

d'en em savetei.

219

“ basseo er memes tra ; arruet a rai-an devez diveza e pehini e ran-quin quitaat an oll gompagnu-nezou hac an oll madou eus ar bed-mâ, evel ma quittân bremâ va dillat evit monet em guele. “ Va c'hort a vezo laqueet en douar evit breigna, ha va ene a vezo presantet dirac Doue evit renta cont eus an amser a so bet roet dezi evit ober e silvidiguez ; bar-net e vezo goudese var ar pez am bezo grêt. Ne ouzon quet pe heur ec'h arruo ar momet terrupl-se ; da betra e servicho din-me neu-se va oll disurzou ? Da netra , nemet da ober din regreti an amser gollet. Petra chommo gue-nin-me neuse ? Netra , nemet ar spont rac jujamanchou Doue ha rac an ifern. ”

Var an dra-ze an den yaouanc-mâ a guemeras ar resolution da veza furoc'h ; beva reas en effet goudese en ur fæçon dishènvel dioc'h ar vuez en devoa cunduet bete neuse.

EIL EXEMPL.

Hor C'horfou a vezo rentet e ludu.

ER guer a Voulogn e voe un den yaouanc quen angaget er viç, ma na falle dezâ cleout parlant nac a Zoue nac eus ar vertuz. Unan eus e vignonet pehini a voa un den a gomport vad, a zeuas un deiz d'e velet : parlant a reas gantâ var traou indifferant evel pa n'en divige bet quet intantion nemet d'e zivertissa ; var fin ar vizit, ar mignon-mâ a laqueas e zorn var guele an den yaouanc debauchet hac e poesas varnezâ : neuse en ur zistrei ouz an den yaouanc-ze, e lavaras dezân en ur c'hoarzin : *Ur guele flour hoc'h eus va mignon ? Ya, eme an den libertin.* Neuse ar mignon-mâ a lavaras : *Un deiz a zui e pehini ho pezo ur guele-all ? Pe seurt guele, eme an den libertin ? Ar guele, eme ar mignon-mâ, eus a behini ar Pro-*

d'en em savetei.

221

phet Isaï a barlant deomp. Eleac'h paillaz en, eleac'h matulaz en, eleac'h cotton, eleac'h plun, eleach penvele, n'ho pezo nemet douar brein ; eleac'h lisseriou ha pallen, n'o pezo nemet douar leun a brèvet ; songit mad er guele-ze pa vezo ret deoc'h cousquet ennâ ? Quentre ma voe echuet ar gönüration-ze, an den yaouanc libertin a gommanças beza troublet ; hac ar sonch eus ar guele-ze a chommas quer parfet en e speret, ma ne voe quet capabl d'e chasseal ; pa vize en e vele, e teue ato ar sonch-ze d'en tourmanti, bete ma reas dezâ er fin quittaat e oll blijadurezou criminel hac an oll disurzou e pere e voe angaget.

TREDE EXEMPL.

Mad eo sonjal alies e Jujaman-ch u Doue.

Ar sonch eus ar jujamant a ra deomp caout aon rac Doue ; ober

a ra deomp ive conservi hon innoçanç ; chetu perac e lavare Sant Jerom : *Pe me ve o tibri pe oc'h efa, pe oc'h ober un dra bennâc all, e seblant din clevout ar son terrupl eus an drompill pehini a lavaro un deiz : sevet tud varo, deuet d'ar jujamant.* *Ha pa en em represantân, eme ar Sant-mâ, ar momet terrupl-ze, ez on quement seziet gant ar spont ma teu va oll izili da grena.* An den santed Job a lavare ive penaus e crene evit e oll actionou, rac gouzout a re penaus an Autrou Doue n'en divige truez ouz den, ha penaus memes en divige punisset gant severite ar re en divige cavet coupabl.

Ar jujamant-ze a vezò rigourus, pa eo guir penaus e ranquimp renta cont eus a guement hon devezo bet grêt, lavaret ha sonjet, bete memes eus ar c'homsoù inutil ; ar jujamant-ze a vezò terrubl, pa eo guir penaus an distera faut a vezò punisset gant rigol.

Mæs ha c'hui a fell deoc'h renta ar jujamant douç en hoc'h andret,

ha c'hui a fell deoc'h lacat ho silvidiguez en assûranç, leverit alies en ho calon : *Un arrêt eo penaus e rencomp oll merel ha goudese comparissa dirac Doue euit beza barnet.* Songit mad er c'homsoù-mâ particuleramant, *ha goudese beza barnet*; pa viot o tibri, leverit : *goude quement-mâ e ranquin comparissa e jujamant Doue*; pa viot ouz en em zivertissa, leverit : *comparissa ranquin dirac va barner*; considerit ha c'hui a vezò approuvet pe vlamet eus an action-ze; mar sonch deoc'h beza approuvet gant Doue, quermerit couraich; mæs mar hoc'h eus aon da veza blamet, ne rit quet an action-ze; grit bremâ ar pez a falfe deoc'h beza grêt neuse; henniez eo ar voyen da viret ne veac'h treac'het gant ho passionou, na tromplet gant an opinionou faus eus ar bed.

PEVARE EXEMPL.

*An dud honest memes hac an dud
vertuzus o deveus aon rac Juja-
manchou Doue.*

UR certen Religius en devoa bevet en desert gant quement a santelez epad daou-uguent bloaz, ma voe respetet memes gant al loënet gouez. Un deiz arauc e varo, ar Sant-mâ a barissas evel pa vige spontet; sellet a re eus an eil coste d'eguile eus e vele hac ous e glevout o pige lavaret penaus e vige bet ur re bennâc eno ha presant ouz e accusi; rac aveichou e lavare : *Ya, emezàn, guir eo an dra-ze, mæs yu-
net am eus meur a vloavez evit ar pec'het-ze.* Aveichou all e lavare : *Nan, emezâ, ne leveret quet ar virionez, n'am eus quet commetet ar pec'het-ze.* Aveichou c'hoas e vige clevet o lavaret : *Ya, siouas, coupabl ez-on
ha ne on dare penaus en em excusi;*

*mæs esperanç am eus e misericord
an Autrou-Doue. Ur momet gou-
dese e rentas e ene d'e grouer. Hac
an oll assistantet a chommas esto-
net eus a guemenze.*

Ur Religius all c'hoas, goude ur c'hlènvet bras pehini er c'hassas bete an extermite, a voa bet extasiet bete ma songe dezàn beza bet presantet dirac Doue; pa zeuas ennâ e-unan ha pa voe pare, an den santel-mâ en em gondaonas da ur silanç quer bras ma ne fallas dezàn parlant ouz den; en em denna reas en e gampr, ha ne lezas nemet ur prenestic dre behini e vige roet dezàn e damic boët; quen alies a ma vige sellet outâ dre ar prenest bian-ze, e vige ato guelet er memes situation evel pa n'en divige quet flaichet eus e blaç. Ato e zaoulagat trøet d'ar meines costez eus e guampr; goude beza passeet meur a vloaves er stad-ze, e coëzas clân, anfoncet e voe an nor evit gallout e assista; goulent a rezor digantâ pe seurt ræson en devoa bet da ober ur binigen quer rust

voar fin e vuez. Goude beza bét cals pourchuet da respont ha pa voe prest da vervel, e savas un tamic var e vele hac e lavaras bete teir gueich ar c'homso - mā : *Den ne voar, den ne voar, den ne voar penguement jujamant Doue a so rigourus.* Er momet e rentas e ene da Zoue.

Songit mad hac en em breparit d'ar jujamant. Barnet e viot abred pe a zivead; renta reot cont eus ho buez evit rec o ar setanç diveza eus hoc'h eternite.

PEMPET EXEMPL.

Piou a vezo capabl da supporti tân an Ifern?

SANT Martinien pa vige attaquet gant un dentation bennâc a enep ar vertuz a burete, a doslee ouz an tân hac a laquee e dreid noas var ar glaou en ur lavaret dezàn e-unan : *Martinien, sonch bremā ha te a vezo capabl da souffr tân an ifern!* E dreit a vige rostet ha souffr a ree

cals poan, mæs nçuse e quemere couraich hac e lavare c'hoas dezàn e-unan : *Martinien, an tân - mā ne deo nemet ar pintur hac ar sceud eus a dân an ifern; ma ne alles chom ur c'hart-heur en tân - mā pehini ne d'eo netra de veza comparaichet gant tân an ifern, penaus e allit-u supporli ar flammou greus alumet gant justic un Doue e pere e ranqui souffr epad an eternite. Gouzout a rez penaus ne faut nemet ur pec'het marvel evit da lacât da goeza e punç an ifern eus a behini ne allit birviquen sortial.*

Leveromp ive assemblees gant ar Prophet, leveromp deomp hon-unan pa hor bezo c'hoant da gommetti ur pec'het bennâc : *Piou ac'hanomp a ello chom en tân devorant eus an ifern?*

C'HUECHVET EXEMPL.

Guell eo souffr er bed - mā eguet er bed - all.

UN den yaouanc en em rentas re-

ligius eus a u^z urz reglet-mad. Ur yont dezàn a reas e bossabl evit en lacât da chench resolution. Representi a ree dezàn penaus e voe re sempl evit yun an darn vuya eus an amser, lavaret a ree dezàn penaus ne voe quet capabl da ober vigil perpetuel ha da supporti ar binigennou calet eus ar religion; mæs an den yaouanc a respontas gant couraich : « justamant, emezàn, ar « ræson-ze eo a ra din en em renta « religius; mar deus quemense a « boan o souffr ar binigennou eus « ar vuez-mâ pere ne badont nemet « un amser, penaus e allin - me « souffr ar poaniou eternel eus an « ifern? Guell eo guene souffr gant « patientet an oll boaniou eus ar « vuez-mâ eguet anduri pinigennou « ar vuez-all; guell eo guene beza « paour er bed-mâ ha beza pinivi- « dic er bed-all. »



d'en em savetei.

229

SEIZVET EXEMPL.

*Quemeromp abred an hent da vont
d'ar Barados, pa hon deus bremâ
an occasion.*

UN doctor bras hanvet Monnet; a ree e possubl evit ampech an dud yaouanc da vont da chelaou ar sermoniou eus a ur predicator santel hanvet an tad Regnault eus a urz Sant Dominic, gant aon ouz e che-laou ne vige fallet dezo antreal er religion. Un devez da voel Sant Stephan, lod eus e scolerien er pedas queiment da zont da chelaou ar predicator santel - ze, ma voe obliget da vont d'ar sermon, quentoc'h dre gompaignunez ha dre guriosite eguet dre zevotion. Pa voe oc'h antren en ilis, ar predicator a voa ive o com-mañ e sermon dre ar c'hom-sou-mâ : *Ecce video cælos apertos;* ha goudese e lavaras gant cals a nerz hac a ferveur : « Va auditoret, eme-

20

« zâ , digor eo hent ar barados ;
 « Jesus - Christ a so och astent e
 « zivreach' deomp , prest eo d'hon
 « receo en e rouantelez. Malheur
 « da piou bennâc a refuso an avan-
 « taich-ze ; rac dont a rai un amser
 « ma scoïnt var dor ar barados ; mæs
 « refusel e vezo digor dezo. »

Ar c'homsoù-se lavaret gant nerz,
 a douchas calon an doctor-mâ , hac
 a reas dezàn quemer er momet ar
 resolution d'en em rei da Zoue evit
 en em renta dign eus ar Barados
 pehini a voe digor dezàn , ha gant
 aon ive da goll an occasion pehini
 a rec Doue dezàn evit gounesit an
 Eon.

EIZVET EXEMPL.

An apparânc eus ar vertuz ne deo quet suffisant evit beza saveteet.

UN den habil bras ha memes doctor
 a Baris , en devoa bevet en hevelep
 fæçon , ma seblante beza un den ho-

nest ; mæs goude e varo , an Autrou-
 Doue a zisqueas penaus ne voa quet
 an den-se ar pez a barisse beza. E
 gorf a voe douguet d'an Illis ; pa voer
 o cana ar guentel eus a offic an
 anaon pehini a gommanç dre ar
 c'homsoù-mâ : *Responde mihi quan-
 tas habeo iniquitates , da lavaret eo ,
 respontit din-me ha leverit peguement
 am eus a bee'hejou ?* an den maro à
 respontas eus ar serich : *E jujamant
 Doue ez oun bet accuset.* Queimentse
 a estonas an dud a voe en ilis , beza
 renquezor memes quitaat an offic.
 En eil devez e commansezor c'hoaz
 cana , ha pa voer arru gant memes
 comsou , an den maro a lavaras gant
 ur voes creoc'h : *E jujamant Doue
 ez oun bet barnet ;* ar spont a reas
 adarre d'an dud quitaat ar c'horf.
 D'an trede deiz , pa voer o prononç
 ar memes comsou , ar c'horf maro
 a respontas c'hoaz gant ur voes cre-
 oc'h cals a spontussoc'h : *E jujamant
 Doue ez oun bet condaonet ;* an oll a
 lavaras neuse penaus e voa daonet
 an den-ze.

Sant Bruno, pehini a voa eno present, spontet dre an accident-se, en em resolvas da guïtaat ar bed, ha da lacat e silvidiguez en assuranç; mont a reas en effet d'an desert assambles gant e oll gompaignunet, ha neuse e commanças etablissa urz ar chartruzet.

ANTRETIEN

EUS UN ENE

C'HOANTUS EUS E SILVIDIGUEZ.

*Prepos var an neubeut a c'hoant hon
deus da vont d'ar Barados.*

I. COURAICH, couraich, ô va ene, an immortalite a so ur vuez divin pehini a so ouz da c'horlos en Eon. Jesus-Christ en deus e gouneet dre e labourou, dre e c'hues ha dre e voad, ema ous da c'hervel, evit monet ganta da bartagi e c'hlbar. Pe

seurt resolution e fall dide quemer? Perac ec'h eus-te quement a c'houd evit traou ar bed? Ha pebes bonheur pa eo guir ec'h allit antren un devez e gloar Doue! Nan, va ene paour, nequet ar bed-mâ eo da vro! Dioual eta rac an affection evit traou an douar pere n'ez int quet capabl da contanti. Sell ous an Eê, sell ous an Astrou, ous ar Stered, eno ematy Doue, hennes eo da vro, hennes eo ar plaç hac an demeuranç ens an eneou santed hac eus ar sperejou eürus. Hennez eo ar palæs pehini en deus gret an Autrou-Doue evit da receo, ha pehini en deus gouneet Jesus-Christ evidout. Ar gompaignunez caër eus ar palæs-se a so ous da c'hervel da vonet da guemer lod eus ar plijadurezou eternel. Perac eta è fall dide c'hoaz en em abusi gant diotachou ar bed? Que da velet petra so er Barados? Gounesit a ri an Eon, mar quirit beza fidel da Zoue pehini en deus gret ar plaç-se evidout.

O pe heur e arruo an deiz eürus

é pehini e antreo va c'horf er gloar assambles gant va ene! Neuse va c'horf ne vezo mui gret a zouar, ne vezo mui quer fragil, quen lor ha quen poner ha ma zeo bremâ, ne vezo mui sujet d'ar c'hlènvejou, mæs beza vezo neuze ur c'horf da badout eternellamant, ur c'horf pehini ne vezo sujet da infirmite ebet, ur c'horf, en ur guer, pehini a vezø brillantoc'h eguet an heol memes.


II. C'hui, eneou fidel, songit mad er plac-se; varsu an Eon eo e renquit sevel ho calon e creiz ar souffrancou, e creiz an oll boaniou eus ar vuez-mâ. Diouallit da veza treac'het dre an tentationou pe dre ar persecutionou; capabl ez int da ober deoc'h coll ar gurunen caér ha brillant pehini a so destinet deoc'h.

An esperanç-se eo a reas gueichal da vam ar Vacabeed souffr gant patientet pa edo o velet e sez crouadur o souffr ar verzerinti dirac e daoulagat.

Oll vadou an douar, ar vuez, ha quement a ouffe rei deomp plijadur

er bed-mâ, n'ez int netra nemet ar sceud eus ar gontantamant infinit pehini o deus an eneou er Barados.

An hermitet o deveus arroset an desert gant o daelou, evit gounit ar gurunen - se; gant an esperanç - se ive o deus cals Sænt baleed var ar glaou, en em ruillet en erc'h, var an drez ha var ar spern, evit treac'hi an inclinationou fall eus ar c'hic; evit gounit ar gurunen - se eo o deveus ar verzerien souffret gant patientet ha gant joa an tourmarchou ar re gruela. Goude quemense, va ene, ha ne fallo quet dide c'hoaz renonç d'ar pec'het pehini en deus chasseet Jesus-Christ eus da galon, ha pehini en deus dishonoret ar c'haracter e devoa recevet er vadant? Ha ne fall quet dide en em resolvi da souffr un injur bennâc, ur boan bennâc? Ha ne fall quet dide ober un action vad bennâc? O va ene, malheur dit, ma ne d'eo touchet da galon dre ar garante a Jesus pehini en deus proposet d'e vugale fidel recompançou bras ha caér meurbet.



SEIZ BOUQUET

SPIRITUEL

EVIT AR SEIZ DEVEZ EUS AR SIZUN.

**Quemerit unan bemde, ha songit ennâ diouz
an nos ha diouz ar mintin.**

Bouquet spirituel evit ar Sul.

All den foll! en nos-mâ e sortio
da'ene eus da gorf, goulennet e vez
cont ouzout eus da oll vuez; da biou
e vez e an oll madou pere ec'h eus
dastumet? Da betra e servicho dide
an oll sonjou pere a so bremâ oc'h
occupi da speret? Responit, va lee-
tour.....

Bouquet spirituel evit al lun.

Piou a ell sonjal hep crena er mo-
met e pehini e apparisso hor Salver?
Piou a ello chom diraza hâ sellet

d'en em savetei.

237

outa hep mervel gant ar spont?
Responit.....

Bouquet spirituel evit ar meurz.

Piou a vezo charitabl avoalc'h em
c'henver-me, d'am lacat e calon an
douar, evit ma vezin eno cuzet;
quen na vezo tremenet ar goler eus
va Doue hac eus va mæstr souve-
ren? Responit.....

Bouquet spirituel evit ar merc'her.

Mar be an den just saveteet gant
poan, petra c'hoarvezzo eta gant an
dud impi ha mechant? Penaus ec'h
allo ar pec'her apparissa dirac daou-
lagat Doue? Responit.....

Bouquet spirituel evit ar yaou.

Piou ac'hanoc'h a ello suorti an
tan violent eus an ifern? Piou ac'ha-
noc'h a ello chom epad an eternite
er flammou grevus ha devorant?
Responit.....

Bouquet spirituel evit ar guener.

Da betra e servich deomp-ni hon
oll superbite hac an orgouill gant
pehini ez omp bet dallet? Da betra

e servich deomp-ni bremâ beza en em c'chlorifiet eus hor madou ? Da betra e servich deomp-ni beza recevet var an douar cargou hac enoriou , da veza possedet ties caér ha meubl precius ? Ah ! siouas , da betra e servich quemense deomp-ni bremâ e creiz an tourmanchou pere a souffromp ha pere n'o devezo birviquen fin ? N'o deveus servichet nemet d'hon daoni Chetu aze ar pez a lavar an dud reprovet Ha c'hui , va lectour petra hoc'h eus-hu da respont ? . . .

Bouquet spirituel evit ar sadorn.

Da betra e servich da un den caout an oll madou , an oll henriou , an oll blijadurezou eus ar bed-mâ , mar coll e ene ? Respon tit

Mar beach' fidel d'ar pratic-mâ , an Autrou-Doue n'hoc'h abandono , nac en ho chlènyet nac en ho yec'het , ha sonch en devezo ac'ha noc'h bepret .



SETANÇOU

EVIT PEB DEVEZ EUS AR MIZ.

Evit ar c'henta devez eus ar miz.

Ho bolonte , ô va Doue , bezet grêt .

Setanç. Imitet Jesus-Christ obeissant bete ar maro , en em abandonit oll d'ar brovidanç .

Froës. An obeissanç da Jesus crucifiet .

Evit an eil devez.

Va Doue , roït din ur galon pur ha distac dioc'h pep pec'het .

Setanç. Ar pec'het veniel a zeu da zizenori Doue ha da scandalisa an nessa .

Froës. Ar gontrition eus an oll bec'hejou commetet .

Evit an trede devez.

Va Jesus , bezit ar mæstr eus va c'halon !

Setanç. Un den hep croas hac
hep affliction, ne d'eo quet disquibl
da Jesus.

Froës. An attention d'an inspira-
tionou divin.

Evit ar bevare dévez.

O Jesus bezit ato din-me Jesus,
n'em abandonit quet en heur eus
ar maro !

Setanç. Ne allàn ober netra,
mæs souffr a allàn.

Froës. Resolution da veva er bed,
hep affection da draou ar bed.

Evit ar pempet dévez.

O va Doue, disposet va c'halon
evit observi ato ho lezennou.

Setanç. Doue en deus va laqueet
var an douar, hac evelse ne dleàñ
beva nemet evit Doue.

Froës. Disposition evit disqui le-
sennou Doue.

Evit ar c'huec'hæt dévez.

Guerc'hes Vari bezit, mar plich
gueneoc'h, ur vam vad em c'hen-
ver-me, intercedit evidon-me e qui-
chen ho map.

Setanç. Jesus-Christ a gar ar bu-
rete; ô peguer precius eo an tènsor
eus ar virginite !

Froës. Ar vodesti epad ar peden-
nou.

Evit ar sezvet dévez.

O Jesus crucifiet, unissa ràn va
souffrançou gant ar pez hoc'h eus
anduret evidon var ar groas.

Setanç. Jesus a so patient, ha
me ne fell din souffr netra.

Froës. An union gant Jesus sta-
guet ouz ar groas.

Evit an eizæt dévez.

O va Doue, desquit din ar fæçon
da ober oræson !

Setanç. Eürus eo an ene pehini
a chelaou Doue er silanç.

Froës. Ar silanç a so necesser hac
agreabl da Zoue epad an oræson.

Evit an navet dévez.

Guerc'hes Vari, mam Doue, rei
a ràn deoc'h va ene, e fresantit
d'ho map Jesus.

Setanç. Pa renquer souffr er bed-

mà , souffromp eta gant Jesus hac abalamour da Jesus.

Froës. Heuliomp ar Verc'hes Vari var menez Calvar.

Eoit an deceet devez.

O Jesus crucifiet, contant ez oun da souffr ar maro evit satisfia d'ho justic , hac evit repari an injur am eus gret deoch dre ar pec'hejou pere am eus commettet.

Setanç. Ar Barados eo ty Doue. O peguer maleürus eo an dud var an douar !

Froës. Ar sonch eus eürusdet éternel.

Eoit an unneceet devez.

Va Jesus biniguet roît din ar garante en hoc'h andret.

Setanç. Va c'halon a so gret evit carout Doue, ha ne gavo repos ebet nemet e Doue.

Froës. Carout Doue dreist an oll dud.

Eoit an daouzeceet devez.

O va Jesus quemerit possession eus va c'halon !

Setanç. Clasquit ato ar silanç hac ar solitud , ha Doue a barlanto ouzoc'h en ho calon.

Froës. Er solitud e parlant Doue d'ar galon.

Eoit an trizec'vet devez.

Parlantit , ô va Doue , rac prest eo ho servicher d'ho chelaou.

Setanç. Imposubl eo carout Doue hac ar bed assambles.

Froës. Desquit buez ar Sänt hac e viot hènvel outo.

Eoit ar pevarzeceet devez.

O va Jesus , va diouallit dioc'h ar pec'het !

Setanç. Ma ne deac'hit diouz ar pec'het veniel , e viot en danger da gommetti pec'hejou marvel.

Froës. Ar sourci da deac'het diouz an occasion da bec'hi , ha d'ouz ar goall gompagnunezou.

Eoit ar pempzeceet devez.

Jesus crucifiet , unissa ràn va souffrançou gant ho re hac er me-mes intention.

Setanç. Ret eo souffr er bed-mâ pe er bed-all.

Froës. Ar berseveranç er c'hraziou hac en afflictionou.

Evit ar c'huezecvet devez.

O va Doue roït ar pe oc'h d'am ene!

Setanç. Ar ræson evit pehini n'e ma quet hoc'h ene e peoc'h, eo abalamour ne fall deoc'h souffr netra.

Froëz. Conservi ar peoc'h interieur gant Jesus-Christ.

Evit ar seitecvet devez.

O va Doue ne allan netra, souffr a allan; da viana, grit eta ma soutfrin bete ar maro.

J. C. Couraich, couraich, va c'hrouadur, an amser a so ber, ha Doue memes a vezô da partaich epad an eternite.

Froës. Ar batiantet er souffrançou.

Evit ar trivec'hvet devez.

Va Jesus-Christ roit din ho carante evit sevel va c'halon varzu ennoc'h.

Setanç. Piou a garin-me, nemet an hini en deveus ato va c'haret?

Froës. Carout Jesus dreist pep tra.

Evit an naontecvet devez.

Doue a so va oll mad.

Setanç. Petra alfe an den carout goude Doue? petra so capabl da gontanti ar galon nemet Doue?

Froës. An desir da blijout da Zoue hepquen.

Evit an uguenvet devez.

O va Doue, guell eo guenin mervel eguet hoc'h offanci volonteramant!

Setanç. Eñurus eo un ene obeissant; ober a ra ato ar pez a blich da Zoue.

Froës. Teac'het diouz ar pee'het marvel, ha memes dioc'h ar pech'et veniel.

Evit ar c'henta devez varnuguent.

Va Doue, chenhit va c'halon evit ma allin nos deiz beva en holezennou.

Setanç. Eneou fidel, bezit a to obeissant, mas ne rit netra capabl da vlessa ho coustianç.

Froës. Ar vortification hac ar speret interieur.

Evit an eil devez varnuguent.

O va Doue, prest ez oun da souffr pep tra; ho polonte bezet gret ha non pas va hini-me.

Setanç. Agreeabl eo souffr evit an hini a garer; songit bremâ ha carout a ret Doue.

Froës. Carante Jesus.

Evit an trede devez varnuguent.

Autrou Sant Joseph, ennoc'h e lacàn va oll fizianç, goude Doue hac ar Verc'hes; va sicourit en heur eus ar maro.

Jesus-Christ. Piou-bennâc en devozo devotion evit Sant Joseph, ne gollo quet e boan, rac Jesus-Christ en devezo sonch anezâ.

Froës. An devotion e quenver Sant Joseph.

Evit ar pevare devez varnuguent.

O va Doue, ho pet truez ouzin, ha bezit hoc'h-unan va c'hopsonation!

Jesus-Christ. Grit ho possUBL, va c'hrouadur, evit chasseal eus ho speret ar sonch eus an injuriou pere a so gret deoc'h.

Froës. Pardonni an injuriou.

Evit ar pempet devez varnuguent.

Va Doue biniguet, deoc'h-hu hep-
quen e fall din plijout!

Jesus-Christ. Evit plijout din-me,
va c'hrouadur, arabat eo deoc'h desirout plijout d'an dud ar bed, mæs
ret eo deoc'h desirout beza dispriget
gant pep-hini.

Froës. Beza contant da veza dis-
priget abalamour da Jesus - Christ.

Evit ar c'huec'hvet devez varnuguent.

O va Salver, ne varnit quet ho
servicher!

Jesus-Christ. Va c'hrouadur, en
em varnit eta hoc'h-unan gant rigol,
ha ne varnit den.

Froës. Conservit ato ur goustianç
pur ha distac dioc'h pep pec'het.

Ecit ar seizvet devez varnuguent.

O va Doue, pêtra zezirit-hu digue-

nin-me, ho polon̄t̄ bezet gret ha nonpas va hini-me !

Jesus-Christ. Distaguit hoc'h affection dioc'h ar pez a garit ar muia er bed.

Froës. Ar resignation da volonté Doue.

Evit an eizvet devez varnuguent.

O va Doue, deoc'h - hu ez on oll ha non-pas d'ar bed !

Jesus-Christ. N'ho pêt eta va c'hrouadur affection ebet nac evidoc'h hoc'h-unan, nac evit ar bed.

Froës. Ur galon distac dioc'h an traou crouet.

Evit an navet devez varnuguent.

Jesus douç ha carantezus, bezit mestr d'am c'halon !

Jesus-Christ. Bezit eta, va c'hrouadur, bezit douç hac humbl a galon, bezit douç e quenver an oll ha neleverit drouc ebet a zen.

Froës. An humilite er gonversation hac en antretien.

Evit an tregontvet devez.

O va Salver, ar maro pehini hoc'h-eus anduret a zisquez deomp peguer bras eo ho carante en hon andret !

Jesus-Christ. Va c'hrouadur, disquezit din ive ho carante ividon, ha diouallit dioc'h quement tra a ouffe hoc'h ampeich da avanç er berfection.

Froës. Ar garante evit Jesus-Christ a dle beza er galon.

Evit an unan ha tregont devez.

O carante eus va Jesus, bezit em c'halon ha ne sortiet jamaes anezan !

Jesus-Christ. Va c'hrouadur, bezit eta douç hac humbl a galon, rac ur merq a orgouil eo desirout sevel huel en ur velet un Doue humiliet.

Froës. Carante Doue.



REGLAMANT
A VUEZ

Evit acquisita ha conservi yec'het ar c'horf
ha yec'het an Ene.

*Ar pez a dleer da ober ur veich da
viana er vuez.*

I. GRIT ur confession general eus
hoc'h oll vuez. Discleriet da guenta
ho pec'hejou ar re vrassa , hac ho
pêt glac'har da veza offancet Doue.

II. Choazit ur c'confessour pehini
ho lacaï var an hent mad, e pehini
ho pezo fizianç, ha da behini e tis-
cleriot gant liberte ar stad eus ho
coustianç.

III. Reglit hoc'h oll actionou guella
ma vezo possUBL deoc'h; bezit ato
fidel d'hoc'h oll devotionou, d'al
lectur spirituel, etc. Bezit fidel en
ur guer d'an oll braticou a biete.

d'en em savetei.

251

IV. Pa viot e choas ur stad a vuez,
en em servichit eus ar reglennou a
bere e parlantin souden ; mæs heu-
liet ato avis ho confessour.

*Ar pez a dleer da ober ur veich er
bloaz.*

I. Epad ho puez, grit bep bloaz
ur confession general.

III. Discleriet bep bloaz d'ho con-
fessour ar brassa fautou hoc'h eus
commellet epad ar bloavez-ze; le-
verit dezàn e pe fæçon ez oc'h bet
templet, penaus hoc'h eus resistet;
leverit ive ha tranquilloc'h eo ho
coustianç ha peguement hoc'h eus
avancet er vertuz.

III. Quemerit un devez eus ar
bloas evit renouelli ar promessaou
hoc'h eus grêt da Zoue , evit caout
ur serveur nevez hac evit sonjal e
pe stad ema ho coustianç.

IV. Mar hoc'h eus grêt ur vœu
bennâc pe a religion pe a virginité,
pe a chasteite perpetuel, renouellit
ar vœu-ze en devez divezâ eus ho
retret.

Ar pez a dleer da ober ur veich er mis.

I. Choasit ur Sant bennâc eus ar mis, pehini a ellot quemer evit ho patron hac evit ho tirecteur; da vez e vouel e allot goulen digant Doue ur vertuz bennâc dre e intercession.

II. E commançamant pep mis, quemerit un devez evit an oræson, ar silanç hac ar retret interieur.

III. Songit ez eo marlez ar misze an diveza mis eus ho puez, grit œuvrou mad evel pa ve hennez an diveza mis deoc'h da ober pinigen, da gaout graçou ha da veritout ar vuez eternel.

Ar pez a dleer da ober ur veich er sizun.

I. Coessiit ho pec'hejou ur veich er sizun ha memes aliessoc'h mar permet ho confessour an dra-ze; grit neuse tri zra, da guenta, grit un act a gontition eus ho pec'hejou memes ar re zisterra abalamour ma tisplijont da Zoue; d'an eil, grit ur propos ferm d'en em viret ouz

ar pec'het en amser da zont; d'an drede, quemerit ur resolution vad da satisfia da justiç Doue quenta ma vezo possabl deoc'h.

II. Communiet da viana ur veich er sizun; ha grit alies actou a fei, a esperanç, a garante hac a humilité.

III. Chilaouit bep sizun offeren ho parres, ar sermon, ar c'hatechis hac ar gousperou.

Ar pez a dleer da ober ur veich bende.

I. Grit bemde ho pedennou gant fei hac humilité, grit memes oræson mar lavar deoc'h ho confessour.

II. Grit bemde ul lectur spirituel bennâc, quemerit al leor a blijo maya deoc'h ha tennit profit eus al lectur-ze evit ho silvidiguez.

III. Chilaouit bemde an offeren mar d'eo possabl deoc'h; epad an offeren, songit e maro hac e passion hor Salver Jesus-Christ.

IV. Grit bemde un dra bennâc en enor d'ar Verc'hes, evel ma eo lavaret al litaniou, pe ar chapelet, etc.

Ar guir voyen

*Ar pez a dleer da ober ur veich en
heur.*

I. Pa sono an heur, grit sin ar groas ha leverit an *Ave Maria*; songit ez eo hounnes marteze an diveza heur eus ho puez.

II. Da bep heur, grit un act a gontorition eus hoc'h oll bec'hejou, ar voyen eo d'en em viret ouz ar pec'het.

III. Da bep heur, offrit hoc'h oll actionou da Zque dre zaouarn ar Verc'hes ha Sant Joseph.

Ar pez a dleer da ober bepret.

I. Perseverit ato e stat a c'hraç en despet d'an oll dentationou; en em zisfiet ato ac'hanoc'h hoc'h-unan; laquit ho fizianç e Doue, er Verc'hes, e Sant Joseph hac en oll Sänt; goulennit alies digant Doue ar berseveranç; diouallit ato diouz an occasionou da offanci Doue ha conservit ato ar burete.

II. Mar commettit ur pec'het benâc, grit un act a gontorition hac it da gofes ar c'henta guella.

d'en em savetei.

255

III. Conservit ato ar speret a beoc'h hac a union, rac' eus a guemense e tepant an tranquillite eus ho coustianç.

IV. Bezit mignon d'an oll, carit an oll, grit vad' d'an oll memes d'hoc'h adversourien.

V. Pratiquet quement-mâ guell ha ma ellot, ha pa zui ar maro da lemel digueneoc'h buez ar c'horf, Doue a raï deoc'h ar vuez eürus hac eternel.



INSTRUCTION

EVIT CHOAS UR STAD A VUEZ.

QUENTA ARTICL.

I. Ar pez a so caus eus an oll disurzou pere a veler var an douar, eo purvuya abalamour ma quemerer ur stad a vuez hep consulti bolonte Doue. Pep hini a guemer ar stad a

blich gantâ evit gallout contanti è bassionou ; guir eo penaus e aller en em savetei e pep condition , mæs guir eo ive penaus an Autrou-Doue n'en deus ur sourci particulier nemet eus ar re a guemer ar stad a vuez da behini ez int bet destinet gant ar brovidanç. Pa guemeromp ar stad da behini ez omp galvet gant Doue, e recevomp graçou particulier, hac hep ar graçou-ze ez eo diæs bras deomp en em savetei.

Cals henchou a so pere a gundu d'ar barados , mæs piou a ell choas unan eus an henchou-ze? Pe an den , pe an Autrou-Doue? Pe ar mæstr , pe ar servicher? An henchou pere a gundu d'an eon a so leun a zangerou ; Doue so obliget d'o sicour dre e brovidanç ha dre e vadelez , pa en deus ho calvet da ur stad ; mæs mar choazet hoc'h - unan ur stad a vuez , ne d'eo quet obliget d'hoc'h assista a fæçon ebet. En ur guer , an hini a choas ur stad a vuez anezâ e-unan , a so attaquet a beptu gant an drouc-sperejou ; mæs an

hini a so galvet gant Doue da ur stad a vuez a so iive difennet gant Doue. Malheur da biou bennâc ne zeu quet da senti ouz ar brovidanç.

II. An Autrou-Doue a zeu da ziscleria deomp e volonte e meûr a fæçon ; aveichou e anavezomp bolonte Doue dre ur miracl bennâc , mæs arabat eo gortos miraclou ; aveichou e anavezomp bolonte Doue dre ur certen inclination pehini a santemp evit ur stad bennâc ; aveichou e fell da Zoue e teuffe an den d'en em servicha eus e ræson evit choas ur stad a vuez , ha neuse ræson an den sicutret gant ar c'hraç , a so suffisant evit anavezout ar stad da behini ez omp galvet gant Doue.

III. Evit choas mad ur stad a vuez , ez eo necesser da guenta goulen ar sclerigen digant Doue. Ret eo goulen ar sclerigen-ze dre bedennou fervant , dre gommunionou frequent , dre alusennou , etc. Ret eo ive en em adressi d'ar Verc'hes santel pehini a guemerimp evit on advocates en un affer a

behini e tepant hor silvidiguez, ret eo caout recours da Sant Joseph, d'hon Ael gardien, d'hor paëron ha d'hor maërones. An Autrou-Doue pehini en deus prometet deomp quement a c'houlenning diganta ha pehini a gommard deomp senti outâ, ne vanco quet da ziscleria deomp e volonté, mar goullennomp ha galon vad ar c'hraçze digantâ.

An avis a raffen d'an dud yaouanc pere so en amser da choas ur stad a vuez, e ve dilezet an oll occupation epad pevar pe bemp devez evit consulti bolonle Doue, peau-tramant ma ne allont quet ober an dra-ze, e quemerint da viana un heur pe ziveur hemde epad un neubeut amser; mad eo ive ober ur confession general eus an oll vuez, rac er silanç hac er solitud e teu Doue d'en em gommunica d'an neou sante.

IV. Bezit ato prest da senti ouz bolonle Doue, ato prest da ober ar pez a c'houlenno digueneoc'h,

evit ma tui da zisposi ac'hanoc'h hervez e volonté. Leverit dezàn : *Petra c'houlennit-hu diguenin-me, ô va Doue ; prest eo va c'halon, ya, prest eo va c'halon*; laquit eta ho fizianç e Doue, muy a sclerigen, muy a furnez en deus evidoc'h; anavezout a ra ar stad e pehini e allit ober ho silvidiguez; arabat eo deoc'h caout re a affection evit ur stad abars consulti Doue, rac neuse Doue ne vezou quet mæstr eus ho calon, ne allo quet neuse rei deoc'h an impressionou a falfe dezàn.

Evit miret n'o pezo re a affection evit ur stad, abarz consulti bolonte Doue, songit mad penaüs n'ez 'oc'h lequeet var an douar nemet evit en em savetei; penaüs quemense eo bet intention an Autrou-Doue, en ur rei deoc'h ar vuez; ha penaüs erfin ho quenta affer eo ober ho silvidiguez. Mar credit ar virionez-mâ, e velot sclær penaüs ne dleomp carout traou ar bed-mâ, nemet quement ha ma ellont ser-

vichout deomp evit ober hor sil-
vidiguez.

Dre eno e velot peguen neu-
beut ez eo permetet deoc'h carout
ar madou, an henoriou hac ar
blijadurezou eus ar bed. *Da betra e
servich an dra-ze evit ar vuez eternel,*
a lavarre gueichal an den eürus
Loïs Gonzac. Dre eno erfin e ve-
lot penaus ar stad da behini ez
hoc'h galvet gant Doue, a so an
hini ho cunduo d'ar Barados. Son-
git evit petra ez hoc'h laqueet er
bed-mâ gant an Autrou-Doue.

V. Aveichou an dud yaouanc
o deus ur certen affection evit ur
stad a vuez. Evit gouzout hac a berz
Doue eo an inclination-ze, e ren-
quer examina dre pe seurt motif
e carer ar stad-ze dreist ar re-all.
Mar santit mui a inclination evit
ur stad eguet evit ar re-all, aba-
lamour d'ar madou ha d'ar blija-
durezou, sclær eo neuse penaus an
inclination-ze ne deo quet aberz
Doue, rac Doue a lavar deomp er
scritur sacr penaus ar re pinvidic

*a so tud maleürus; maleur deoc'h,
emeza, tud pinvidic, abalamour ma
hoc'h eus ho consolation er bed-mâ.*

Mæs alies e c'hoare ma ve an dud
yaouanc tromplet gant an droue-
speret ha gant o inclinationou fall.
Credi a reont alies penaus ne glas-
cont nemet bolonte Doue en ur gue-
mer ur stad a vuez, en amser ma
clascont ar madou, ho flijadurezou,
ha dre eno e vancont da zenti ouz
bolonte Doue. Ma ne fall quet
deoc'h eta beza tromplet gant hoc'h
afflictionou fall, songit mad petra
lavaro deoc'h hoc'h Salver hac ar
Verc'hes, da veza quemeret ar stad
a vuez-ze. Petra lavaro Doue deoc'h-
hu eus an dra-ze, pa rencot parissa
er jujamant?

Goulennit avis ho confessour,
mæs ret eo deoc'h c'hoas ur c'ho-
fessour mad, un den capabl, un
den a experianç, hac un den a zou-
geanç Doue. Doue en deus alies en
em servichez eus an dud, evit dis-
quez deomp e volonté. Evit con-
vertissâ Sant Paul e tisquennas

eus an Eê dارتالiquid ; Sant Paul a c'houennas digant Doue petra a zezire digantâ, mæs Doue a respon-tas dezâ, mont da gaout Ananias.

Mæs diouallit dioe'h quement-mâ. Aveichou an dud yaouanc a zeu da senti ous ar c'henta sonch a zeu en ho speret, hep examina ha bolonte Doue eo quemense. Que-mer a reont ur stad a vuez hep ober calz reflexion. Mæs da benn un neubeut amser, goudese e teuont d'en em enaoui, d'en em rei d'ar fallagriez, hac erfin d'en em zaoni. Ar c'henta ferveur-ze a so inspiret gant an drouc-speret. Mæs mar en em servichit eus ar reglennou a bere am eus parlantet, ho pezo leac'h da esperout penaus e viot er stad da behini ez oc'h bet ato galvet gant Doue. Ar reglennou-ze a servicho deoc'h evit treac'hi an oll den-tationou dre ur guir fizianç e Doue pehini ho cunduo hac ho sicouro dre e c'hraç, a henep an drouc-speret.

Diouallit c'hoas dioc'h quement-

mâ; beza eus certen tud pere ne allont jamæs en em resolvi da choas ur stad a vuez, ne allont jamæs que-mer ur resolution vad. Beza falfe dezo e tigasse an Autrou-Doue un AEL eus an Eon evit discleria dezo e volonte. Rar eo ar seurt graçou-ze, na morse ne dleomp o goulent di-gant Doue. Gouscoude Doue a fell dezâ e raffemp e volonte, hac evelse e rencomp en em servicha eus ar reglennou-mâ evit gouzout da be stad ez omp galvet gantâ.

VI. Pa ho pezo anaveet bolonte Doue, mar d'oc'h gualvet da ur stad a vuez santeloc'h evit ar gom-mun, bezit ferm ha constant evit senti ouz ar volonte divin. An drouc-speret ne vanco quet d'ho perse-cutî; en em servicha rai evit ho troubli, eus ho querent hac eus ho mignonet. Represanti a rai deoc'h penaus bolonte o querent a dle beza ar reglen eus hoc'h-hini, pa eo guir penaus e command Doue deoc'h senti outo. Lacat a rai en ho speret penaus ar stad a vuez pehini a fell

deoc'h quemer, a so ur vuez trist
hac ur maro continuel. Mar sentit
ouz an inspirationou - ze eus an-
drouc-speret, an Autrou-Doue pe-
hini en deus discleriet deoc'h e vo-
lonte, oc'h abandono deoc'h hoc'h-
unan, evit eprouvi ho fidelite hac
ho couraich, hac evit rei deoc'h
occasion da gaout mirit.

Pa eo question da servicha Doue
ha da labourat evit ar silvidiguez,
arabat eo consulti ar guerent nac
an inclinationou naturel, pa eo guir
e teu hor Salver d'hon avertissa pe-
naus evit beza e zisciplet, e ran-
comp renonç d'hor c'herent ha de-
omp hon - unan. *Piou bennâc, eme*
Jesus-Christ, a fell dezâ dont d'am
c'haout-me, ha ne renonç quet d'e dad,
d'e vam, etc., ne all quet bea disquibl
din-me. Doue eo ho tad ar c'henta,
ar guella, ar puissanta. Grit ar pez
a ellot, ha Doue a rai deoc'h an
nerz, ho soulagi a rai en ho poa-
niou; pa eo guir e lavar deomp pe-
naus eo douç hac agreabl en ser-
vicha.

Ma ne fall quet deoc'h chilou
moez an Autrou-Doue pehini a so
ouz ho quervel, quervel a reot ive
an Autrou - Doue, ha ne viot quet
chilaouet gantâ. Guir eo penaus n'ez
omp quet obliget, dindan boan a
zaonation, da heulia ar sclerigen en
deus roet Doue deomp, evit quemer
ur stad a vuez parfetoc'h eguet ar
gommun, mæs Doue ive ne deo quet
obliget da rei deomp e c'hraçou par-
ticulier, hep pere ez eo impossubl
deomp en em savetei. Leac'h ho pe-
vezo da gaout aon mar refusit an
enor pehini a ra Doue deoc'h, d'ho
choas evit unan eus e gonfidantet.
An disprijanç - ze a rai dezâ caout
yenigen evidoc'h; tenna rai e c'hra-
çou digueneoc'h, mæs ive, va lec-
tour, mar hoc'h eus sclerigen avoalc'h
evit gouzout penaus ne allit quet en
em savetei nemet er stad da behini
ez oc'h bet galvet gant Doue, e pe-
c'hit neuse marvelamant en ur re-
sista ous ar volonte divin.

Finissa rân dre ar c'homsoù-mâ
eus ar Speret-Santel pere a zisquez

deomp ar malheur eus a un éne
pehini a zeu da résista ous ar scle-
rigen accordet dezi eus an Eon.
« Ho calvet am eus, ha nequet fallet
» deoc'h dont d'am c'haouet: as-
» tennet am eus va dorn deoc'h
» evit ho tenna eus an dangerou
» da bere edoc'h exposet, mæs n'e
» quet priget gueneoc'h sellet ouzon.
» Dispriget hoc'h eus an avizou pere
» am eus roet deoc'h; mæs ya guer-
» vel a reot ive, ha ne chilaouin
» quet ac'hanoc'h; va c'hlasq a reot,
» mæs re ziveat e vez. Pa en em
» gavot en danger da goll hoc'h ene,
» neuse em galvot; mæs me a res-
» ponto deoc'h ive penaus em eus
» ho calvet, ha n'hoc'h eus va chi-
» laouet. »

Mæs en heur eus ar maro, pa
vezo seziet ho calon gant ar spont
rac jujamanchou Doue; pa viot ac-
cablet ha tourmantet gant an drouc-
sperejou pere a raï ho possUBL evit
ho coll, neuse e clevot ar c'homsoù
terrubl-mâ : *Ho calvet emeus, ha
n'hoc'h eus quet va c'hlaouet; va*

d'en em savetei.

267

*guervel a reot d'ho•zro, ha na chi-
laouin quet ac'hanoc'h, rac n'hoc'h
eus quet va chilaouet.*

Er c'hontroll, ar re o devezo sen-
tet ouz Doue, o devezo ive ar gon-
solation da veza epad an eternite e
compaignuez ar Zænt. Doue a gargo
o eneou a c'hraçou, o diouall a raï
dioc'h an oll maleüriou eus ar bed,
ha goude beza cunduet ur vuez san-
tel var an douar, e varvint gant ar
gonsolation da veza sentet ouz bo-
lonte Doue.

EIL ARTICL.

*An necessite da choas mad ur stad
a vuez.*

ANAVEZOUT a rer an necessite hac
an importanç da choas mad ur stad
a vuez, dre an diou virionez-mâ.

Da guenta, beza eller en em sa-
vetei e pep condition ; mæs pep
seurt condition ne deo quet mad da
bep seurt tud. Ur gondition a ell

beza util da un den, ha noazus da un den all; rac an oll dud n'o deveus quet ar memes inclinationou, ar memes capacite, nac ar memes graçou digant Doue.

D'an eil, Doue pehini en deveus dre e brovidanç etablisset an oll gonditionou differant, en deus ive dre e furnez distribuet ur rum dud da ur certen condition hac ur rum all da ur gondition all, evel un tad a famil pehini a zeu da zistribui etre e servicherien e afferou hac e labourou hervez ma blich gantâ. Evese ive Doue en deus roet da bep-hini inclinationou differant, muy a c'hal-lout d'an eil evit d'eguile; ha muy a speret d'an eil evit d'eguile; distribui a ra e c'hraçou hervez ma plich gantâ hac hervez ma eo necesser da bep den.

Dre an diou virionez-ze e alleur compren facilamant peguen important eo c'hoas mad ur stad a vuez. Rac ma ne d'eo quet mad pep seurt stad evit pep seurt tud, ret eo eta ober cals reflectionou en ur choas ur stad a vuez, gant aon da guemer

ür gondition e pehini ne alfemp quet ober hor silvidiguez; hac evel ma teu an Autrou-Doue da c'hervel tud da ur gondition quentoc'h evit da un all, e renquer choas gant cals a brudanç ar stad da behini ez omp destinnet gantâ, abalamour d'ar capacite pehini en deus roet deomp, hac abalamour c'hoas d'ar graçou pere en deus preparet deomp.

Grit mad ho reflectionou en ur choas ur stad a vuez, rac ac'hano e tepant ho ponheur er bed-mâ hac er bed all; grit reflexion var a maleüriou da bere en em exposit en ur guemer ur gondition a behini n'ez oc'h quet bet galvet gand Doue.

Da guenta, en ur guemer ur stad da behini nez oc'h quet bet galvet, e viot exposet da bep seurt maleüriou er vuez-mâ; rac, pe seurt plijadur ha pe seurt contantamant allit-hu caout en ur stad pehini oc'h eus choaset fall, ha da behini n'ez hoc'h quet propr? N'eus condition ebet maleürussoc'h evit hounnès. An displijadur d'en em

velet angaget en ur gondition da behini n'hoc'h eüs jamæs bet inclination, an difficulteou pere a gavot en ur ober an deverou eus ar stadsse, quemense tout a rai deoc'h coueza en ur chagrin hac en un dristidiguez pere na lezo gueneoc'h na peoc'h na repos. Ne allo supporti den, na memes en em supporti hoc'h unan, na den ne allo ho supporti. En ur guer, ho condition a seblanto deoc'h beza ur prison tènvel hac enaouüs hac evel ur chaden rust ha poner.

D'an eil, en ur guemer ur stad da behini n'ez hoc'h quet bet galvet, en em exposit da goll an eon; rac penaüs e alfac'h-hu ober ho silvidiguez er stad-se? An dristidiguez ho lacaï da goueza er feneantis, hac ar feneantis ho lacaï da goueza er viç. En ur guer, souffr a reot a bep seurt poaniou evit ober ho silvidiguez en ur stad da behini n'ez hoc'h quet propr ha da behini n'ez hoc'h quet bet galvet gant Doue; c'hoarvezout a rai ma gommettoc'h un infinite a fautou

er gondition - ze pere n'ho pevige quet commettet en ur gondition all. An defaut a gappacite a rai deoc'h caout mil difficulte en ur ober an deverou hac an obligationou eus ar stad-ze. An defaut a vocation a vezo caus ma viot privet eus a gals graçou pere ho pevige recevet en ur stad all, coll a reot ar graçouze, rac indign ez hoc'h anezo, pa eo guir hoc'h eus quemeret ur stad heb ober reflection hac heb consult bolonte Doue. En ur ober un neubeut reflexion e velimp sclær penaüs ar pen-caus eus an oll disurzou pere a veler a pep condition, eo abalamour ma negliger an deverou eus ar gondition pehini a guemerer. Hoguen quemense a c'hoarvezo gueneoc'h ma ne rit reflexion evit gouzout ha c'hui a so propr ha galvet gant Doue d'ar stad pehini a fell deoc'h quemer.

Evit finissa an articl-mâ e pedàn an dud yaouanc da ober reflexion var guemen-mâ :

Da guenta, songit mad en dis-

plijadur hac en distridiguez pere ho pezo en ur gondition da behini n'ez hoc'h quet bet galvet gant Doue.

D'an eil, songit en nombr bras a bec'hejou pere a gommetoc'h er stad-se ha pere n'ho pevige quet commettet en ur stad-all.

D'an drede, songit ive penaus ar re a guemer ur stad a vuez hep ober reflexion, en em laca en danger da veza collet epad an eternite.

Piou bennâc a raï reflexion var an tri zra-mâ a vezò fur, ha ne vezò quet tromplet facilamant en un affer quen important.

TREDE ARTICL.

Ar fautou pere a gommetter peur-liessa en ur choas ur stad a vuez.

PEVAR seurt fautou a gommet ordinalamant an dud yaouânc en

ur choas ur stad a vuez, pere a so caus a gals fautou-all.

Da guenta, ne sonjont quet er pez a reont, hac e leac'h choas ur stad dre ræson ha goude ur reflexion hir ha serius, e queme-ront ur gondition dra ur pennad, dre faltazi, aveichou dre occasion hac abalamour d'an inclination pehini a santont d'ar stad-ze quen-toch evit da un all, hep examina hac ii so propr d'ar stad pehini a guemeront, hac hep sonjal ha capabl ez int da ober o silvidiguez er gondition-se.

D'an eil, pa ve deut an amser da choas ur stad a vuez, nemet neuse ne reont o reflexionou, mæs siouas reflexionou fall! Antreal a reont er gondition gant un instantion fall; rac lod a guemer ur stad abalamour d'ar blijadurezou eus ar vuez, lod-all abalamour d'ar madou ha d'an enoriou; en ur guer, ne rer attantion nemet d'ar madou tamporel ha d'ar vuez present. Mæs bian eo niver eus ar re

a guemer ur stad abalamour d'ar vertuz ha d'ho silvidiguez ; d'an dra-se gouscoude eo e renquer ober attantion en ur choas ur stad a vuez ; beza leverer er bed : *Ar stad-ze a so propr din evit en em avanç hac evit ober fortun* ; mæs jamæs ne leverer : *ar stad-se a so propr din evit avanç er vertuz hac evit ober va silvidiguez* ; jaimæs ive ne leverer : *ar stad-se ne d'eo quet propr evidon-me, rac guelet a ràn penaüs e offancin Doue alies er gondition-ze* ; *birviquen ne allin ramplissa an neverou eus ar stad-ze ha guelet a ràn cals occasionou d'en em goll.*

Ar faut-mâ a so general ha controll d'ar ræson vad. Rac evit deliberi ervad var ar stad da behini ez omp galvet gant Doue, e rencomp sonjal evit petra hon deus recevet ar vuez. Ne hon deus recevet ar vuez, nemet evit servicha Doue hac evit ober hor silvidiguez. Ret eo eta choas ur stad e pehini e allimp servicha Doue hac ober hor silvidiguez. Mar greomp ar c'hontroll,

e-vezimp var an hent fall hac en danger da veza collet.

D'an drede, an dud yaouanc a gommet c'hoas ur faut all en ur choas ur stad a vuez. Quemer a reont ur gondition eus o fenn o-unan hep consulti den na goulen avis digant den. Cals tud yaouanc a gommet ar faut-mâ ; gouscoude beza eo unan eus ar brassa fautou pere a alleur commetti en ur choas ur stad a vuez. Rac, penaüs e alse un den yaouanc prosperi en un affer quen important, pa eo guir an dud yaouanc n'o deus na jujamant nac experianç. En em exposi a reont da ober ur faut irreparabl, ma ne chouleñnonc cuzul digant tud fur ha prudant. Coupabl ez int eus ar brassa temerite, pe da viana eus un ignoranç bras pehini a raï dezo commetti un infinite a fautou. Mar layar Salomon d'an dud yaouanc en em zisfiziout ato eus o jujamant, ha goulen ato cuzul abars ober un dra bennâc, ha ne deo

quet particulieramant en affer-mâ pehini a so an importanta eus an oll afferou , hac e pehini memes e renquer ato goulen sclerigen ar Speret-Santel. Diouallit eta da gouenza er faut-mâ ; er façon-ze eo e teu an drouc-speret da drompla an dud yaouanc pa choazont ur stad a vuez. Parlant a rin deoc'h soudent eus ar personaichou pere a aller consulti var an affer-mâ.

D'ar pevare , ur faut pehini a gommet c'hoaz an dud yaouanc en ur choas ur stad a vuez , ha pehini a so an dangerussa , eo abalamour ne gonsultont quet an hini a dlef-fent consulti dreist ar re-all , da lavaret eo an Autrou-Doue. N'o deveus sourci ebet da bedi an Autrou-Doue , na da c'houlen outa e c'hraçou hac e inspirationou mad evit anaout e volonte ; petra bennâc n'ez eus nemeta hac a ouffe o si-cour en affer-ze ; rac Doue eo ar sourcen eus an oll sclerigen hac eus an oll avizou mad. Ouspen que-mense n'ez eus nemet Doue ha ell

choas deomp ar gondition hac ar stad e pehini e allomp e servicha epad hor buez. Beza rencomp en lezel da choas deomp ar stad a blijo gantâ. Ordren a ra deomp caout recours dezàn en afferou a gонsecanç , ha ma n'en greomp quet , e vancomp da senti outâ , ha refusi a rai deomp e venediction. Chetu amâ un exempl eus a guemense :

An Israelitet evit miret ne vigent persecutet gant o inimiet , a gumeras ar resolution da vont en Egypt , hep beza consultet bolonte Doue ; mæs an Autrou-Doue a reas dezo cals reprochou ha cals menaçou dre e Brophet : *Maleur deoc'h , emezàn , bugale desertourien , pere hoc'h eus va abandonet hep goulen va bolonte , pere hoc'h eus antreprenet cals traou hep va c'honsulti , commetti hoc'h eus grët ur pec'het nevez en ur guemer ho resolution hep goulen aois diguenin , mæs an dessin pehini hoc'h eus quereret a vezò evit ho maleur hac ho confusion.* Plige-gant Doue e ve imprimet ar c'hom-

sou-mâ e speret an dud yaouanc
pere a so en amser da choas ur
stad a vue.

PEVARE ARTICL.

*Moyenou mad evit choas ur stad a
vuez. Da guenta', ur vuez vad er
yaouanctis a so unan eus ar moye-
nou an necesserra evit choas ur
stad a vuez.*

GOUDÉ beza parlantet eus ar fau-
tou pere a gommetter purliessa en
ur choas ur stad a vuez , e par-
lantin deoc'h eus ar moyenou pere
a dleit quemer evit prosperi en
affer-ze.

Ar c'henta moyen pehini a ràn
deoc'h ha var behini e rer neu-
beut a reflexion , petra bennâc ez
eo important meurbet en affer-mâ,
eo ur vuez vad e amser ar yaouanc-
tis. Parlant a ràn deoc'h eus ar
virionez-mâ , va lectour , rac neu-
beut a dud a ra reflexion varnezi

ha ne ouzont an dra-mâ nemet
re zivead. Ar pez a so caus ma
ve alies tromplet an dud yaouanc
en ur guemer ur stad a vuez , eo
an direglamant hac an disurzou eus
o yaouanctis ; pec'hejou o yaouanc-
tis a so caus eus o maleur.

Ne d'eo quet difficil prouvi ar
virionez-mâ ; meur a hini siouas a
zeu d'e desqui divar o c'houst ! An
Autrou-Doue evit punissa o fec'he-
jou , a zeu d'o friva eus ar scler-
igen necesser evit anaout ar gondi-
tion da behini ez int propr ; o
abandoni a ra en affer-ze , rac ma
o deus abandonet e servich ; refusi
a ra dezo ar sclerigen , rac ma o
deveus refuset dezàn o fidelite hac
o c'harante. Roet o deus amser o
yaouanctis d'an drouc-speret , ha
Doue ive a bermet e vent tromplet
gant an drouc-speret en ur choas
ur gondition controll d'o silvidi-
guez. Ne quet fallet dezo miret
gourc'hennou Doue na chilou e
voëz , nac heulia e inspirationou
mad , èvelse ive Doue ne fall quet

dezâ o chilou pa c'houlennont e assistanç. *Va guervel a raïnt*, eme an Atrou-Doue, ha ne chilaouin quet anezo ; clasquet e vezin ganto ha n'em c'havint quet, rac dispriget o deus va instructionou ha n'o deus quet bet respet evidon.

Ar scritur sacr a so leun eus ar menaçou pere a ra Doue d'an dud yaouanc direglet. Menaci a ra da refusi dezo ar sclerigen eus a behini ez int en em rentet indign dre o fec'hejou ; o gourdrouz a ra ispi-
cial dre ar prophet Ezechiel en ur fæçon an terrupla. Un nombr bras a dud a zistinction a zeuas da gonsulti ar prophet-mâ evit anaout bolonte Doue ; mæs Doue a lavaras d'ar prophet : *Ne respontin netra dezo*, emezàn, rac tud mechant ez int hac ar pec'het a so c'hoas en o c'halon. Ouspen an dra-ze, Doue a lavaras c'hoas : *Piou bennâc*, emezàn, a zui da gonsulti ar prophet evit gouzout va bolonte, gant ur goustianç carguet a bec'hejou, e respontin dezâ, hervez an niver eus e grimou ; da lavaret eo,

peaus n'en divige Doue respontet netra dezo hac e vigent bet tromplet en o resolution abalamour d'o fe-
c'hejou.

Histor ar roueed a fournis deomp un exempl terrubl eus a guement-mâ var sujet Saül, quenta roue a Israël. Ar prinç maleürus-mâ a veritas coler an Autrou - Doue dre e ingrateri ha dre e zisoboissanç. Un devez en em gavas reduiset d'an extremite hac attaquet a bep coste gant e inimièt ; en extremite-ze en em vele obliget da gombatti pe da vervel ; quen ambarasset e voe ma cassas tud da gonsulti ar Veleyen hac ar Brophetet evit anavezout bolonte Doue var ar pez en devoa da ober ; mæs an Autrou - Doue a edo quer fachet outâ ma ne respondas na d'ar Veleyen na d'ar Brophetet ; consulti a réas Doue, eme ar scritur sacr, ha Doue ne respondas na dre ar Veleyen na dre ar Brophetet. Ar prinç maleürus-mâ pa en em velas evelse abandonet gant Doue, a zeuas d'en em gomporti evel un den di-

zesperet; mont a reas e-unan da gonsulti un divineres; goulen a reas diganti guelet ene ar prophet Samuel pehini a voe maro neubeut a amser a ziarauc, ha pehini en devoa servijchet dezàn da dad ha da gonducteur; eïrus e vige bet ma en divige ato heuliet avizou an den santel-ze; gouscoude an Autrou-Doue a accordas dezâ ar pez a c'houlenne, apparissa reas dezàn ene ar prophet Samuel, mæs evit e vrassa malheur. *Perac em interroges-te, a lavaras Samuel, pa eo guir ez out abandonet gant Doue? Credi a allet penaus e accomplisso Doue ar pez am eus lavaret dit, rac disoboisset o teus dezàn; abalamour d'an disoboissanç ze e teu hiri - la punissa, en ur abandoni ac'hant d'ar goler eus da inimiet; ha memes abars varc'hoas e vezol collet ar victor, mervel a ri gant da vugale: ar pez a c'hoarvezas en effet.*

Desqui a reomp dre an exemplâ ar virionez eus ar pez am eus lavaret; da lavaret eo, e teu an

Doue da abandoni ar pec'her en e vrassa nécessite abalamour d'ar pec'hejou pere en deus commettet. Ne velomp siouas nemet re alies an experianç eus a guement-mâ. Doue a zeu alies da abandoni an dud yaouanc en amser ma vent o choas ur stad a vuez, abalamour d'ar pec'hejou eus o yaouanctis. Rac petra so caus ma velomp cals tud o coll o madou hac ouz en em zaoni me mes er bed-mâ? Petra so caus ma velomp cals tud er feneantis pere n'o deus etat ebet ha ne allont ja mæs en em resolvi da guemer unan? Petra so caus ma velomp cals tud hirio gant ur vicher, varc'hoaz gant un-all ha n'en em bliant e condition ebet? Petra so caus eus a gue mense tout? Pec'hejou ar yaouanctis pere a zeu Doue da bunissa. Bezâ allân lavaret gant ræson d'ar seurt tud-ze ar pez a lavaras Samuel da Saül: Ar pez a souffrit bremâ a so ar buniton eus hoc'h infidelite e quènner Doue.

Abars finissa e ràn un avertissa-

mant d'am leetour ; grit attantion d'ar c'homsoù-mâ ma ne d'eo quet deut an amser ha ma ne m'hoc'h quet en oad da choas ur stad a vuez, bevit e doujanç Doue, teac'hit diouz ar pec'het gant aon da veza abandonet gant Doue en amser ma ho pezo ezom anezà. Bezit ato fur evit meritout, dre ur vuez reglet-mad, benediction an Autrou-Doue pehini a so necesser deoc'h evit choas ur gondition.

Mæs mar d'eo arruet an amser da choas ur stad a vuez, arauc delibéri var an affer-ze, grit reflexion var ho puez tremenet; mar hoc'h eus cunduet ur vuez fall, ne gueumerit c'hoas condition ebet, mæs quemerit amser evit en em gorrija, evit ober pinigen hac evit en em convertissa antieramant da Zoue, gant aon ne zeuffe Doue d'hoc'h abandoni en un affer quen important. En lavaret a rân deoc'h, va lectour, mar choasit ur stad a vuez en amser ma eo carguet ho coustonç a bee'hejou, e viot exposet d'en em drompla ha d'en em goll.

PEMPET ARTICL.

Evit choas mad ur stad a vuez, ez eo necesser sonjal e quemense arauc an amser.

P a guemerer ur gondition ne d'eo quet evit un devez hepquen naë evit un amser, mæs evit ar rest eus ar vuez. Evelse ive un devez ne d'eo quet suffisant evit choas ur stad a vues, mæs rêt eo sonjal en dra-ze pell amser arauc. Un affer a gonscanc' a c'houlen un attantion vrás, hac abars e antrepreni e renquer sonjal enni, rac neubentoc'h a ziffulte a guever hac ouspeni muyoc'h a sclerigén hac a sicour a receiver digant Doue.

Tri zra eta hoc'h eus da ober arauc ma ve deut an amser da choas ur stad a vuez.

Ar c'henta, eo pratica ar vertuz gant aôn da goll graçou Doue eus

a bere ho pezo ezom en amser-ze.

An eil, eo pedî Doue a galon vad ha goulen alies digantâ ar c'hraç da anavezout ar gondition da behini ez hoc'h galvet gantâ. Leverit alies: *O va Doue, disquezit din an hent e pehini e tleàn querzet, disquezit din ar fæçon da ober ho polonte ha da senti ato ous ho polonte.*

D'an trede, arauc ma ve arruet an amser da choas ur stad a vuez, songit aveichou e quemense, non pas evit choas en effet, mæs evit gouzout da pe seurt stad e alfach' caout inclination, evit anaout pe seurt sonjou en deus inspiret deoc'h an Autrou-Doue hac evit gouzout petra zezir digueneoc'h.

Mar pratiquet quement-mâ e profitot cals evit an amser e pehini e rencot choas ur stad a vuez; c'hoarvezout a ra alies penaüs an inclination evit ur stad a vuez, adalec ar yaouanctis, a so ur merq a vocation.



C'HUECH'VET ARTICL.

Moyenou eus a bere e renquer en em servicha pa ve arruet an amser da choas ur stad a vuez.

PARLANT am eus grêt bete vremâ eus ar moyenou pere a renquer practica arauc ma ve arruet an amser da choas ur gondition. Parlant a rin deoc'h bremâ eus ar moyenou eus a bere a renquer en em servicha pa ve arruet an amser-ze.

Salomon a ordren decomp ober tri zra quen alies gueich ma rencomp deliberi var un affer a gонsequanç.


Da guenta, rêt eo, emezàn, goulen ato cusul, non pas digant bep seurt tud, mæs digant tud fur ha vertuzus. Rac goude beza parlantet eus an dud pere a so incapabl da rei cusul vad, e lavar: *Ne guemerit quet a gusul digant ar seurt tud-ze, emezàn, mæs goulenmet avis digant an dud honest, digant an dud a zoujanç Doue.*

D'an eil, Salomon a lavar deomp c'hoas, en em gonsulti hon-unan ; *consultit ho calon*, emezàn, da lavaret eo, deliberi en hor c'halonou ha sonjal mad en affer-ze, en e oll circonstançou hac en e oll zuitou; sonjal mad en inclination pe en degout hon d'eus evit ur stad, sonjal mad er pez a ellomp hac er pez ne allomp quet. Hennez eo an avis a ro deomp Sant Ambroas : *Pep-hini, emezàn, a dle anavezout e speret, pep-hini a dle sonjal er pez a so convenapla dezàn.... Rêt eo a ziarauc sonjal mad er gondition en d'eus da choas. Rêt eo dezàn sonjal hac ober reflexion, non pas hepquen en e galiteou mad mæs ive en e zefautou hac en e voall habitujou; rêt eo da bephini en em jugi e-unan.* Ar Bayonet memes o d'eus anaveet ar virionez-mâ.

D'an trede, an avis pehini a ro deomp c'hoas Salomon, hep pehini an daou guenta a so inutil, eo consulti Doue dre ar beden ha goulen gant humilite ar c'hraç d'en em

gundai mad en affer-ze, hac ive ar c'hraç da guemer ur resolution vad; da lavaret eo, e rancomp pedi Doue da accordi deomp ar sclerigen gant aon d'en em drompla en un affer quen important. An dud a ell en em drompla, ha c'hui a ell beza'ive tromplet ma n'ez hoc'h cunduet gant sclerigen an Eê, pehini hepquen a ell ho sicour en affer-ze. Rac n'eus nemet Doue hac a alfe rei deoc'h ar c'hraç da choas mad ur stad a vuez.

Chetu aze, va lectour, teir voyen eus a bere e ranquit absolumant en em servicha pa vezò arruet an amser da choas ur stad a vuez. Pratiquet anezo gant brassa respet ma vezò possubl deoc'h, rac inspiret ez int bet gant ar Speret-Santel ; mæs evit allout en em servicha anezo a propos, e parlantin deoc'h eus ar pez a renquer da ober pa ve arruet an amser da choas ur stad a vuez.



SEIZVET ARTICL.

*Ar pez so ret da ober pa ve arruet
an amser da choas ur stad a vuez.*

AN dud yaouanc ne dleont jamæs choas ur stad a vuez arauc an oad a c'huezec vloas; mæs goude an oad-ze, chetu amâ ar pez a dleont ober.

Da guenta, goude beza quemeret ar resolution, dre avis un den fur, da choas ur stad a vuez, quemerit un amser suffisant evit sonjal e quemense; quemerit c'huec'h pe seize devez pe davantaich, hervez an dificulte ho pezo d'en em resolvi. Goude beza quemeret an amser suffisant, grit quement-mâ.

Pa viot e choas ur stad a vuez quemerit ar stad e pehini e allot servicha Doue, practica ar vertuz, beva e guir gristen hac ober ho silvidiguez. Da guemense eo e ranquit absolumant ober attantion hep sonjal er madou tamporel.

Ho pêt sonch penaus ez eo houmâ ar brassa hac an importanta affer ho pezo birviquen en ho puez, grit ur confession ha memes ur confession general. Quemense a servicho deoc'h 1.^o da c'houzout pe c'hui a so capabl, pe c'hui ne d'hoc'h quet da zeliberi var an affer-ze; 2.^o servichout a raï deoc'h evit ho renta agreabl da Zoue ha dign da receo sicour an Eon ha sclerigen ar Spe-ret-Santel; 3.^o ober a raï deoc'h evit anaout hoc'h inclinationou; 4.^o servichout a raï deoc'h c'hoas evit rei sclerigen d'ho confessour pehini a vezoz guell en etat da roï deoc'h avisou, pa anavezo ho coustianç.

Goude ar confession-ze e rencoit communia; chetu amâ ar pez a c'houlennot evit froës eus ho communion: pedi a reot an Autrou-Doue gant cals a humilite d'hoc'h assista en affer-ze; chetu a-ze evit ar gommançamant.

Epad an amser ma viot o sonjal er stad pehini hoc'h eus da gumer, grit an dra-mâ.

Da guenta, ho pêt sonch da veva mad, da bratica ar vertuz, da deac'het diouz ar pec'het ha diouz an oll occasionou da bec'hi, evit meritout graçou Doue.

D'an eil, grit bemde pedennou particulier da Zoue, evit goulen digantâ ar c'hraç da anaout ar stad da behini ez oc'h destinet gantâ; pedit bemde ar Verc'hes Vari da intercedi evidoc'h, pedit hoc'h AElmad da gaout sourci ac'hanoc'h.

D'an trede, epad an amser-ze, coezziit ha communiet bep pemzec dez hervez ma lavaro deoc'h ho confessour. Assistet en offeren aliessa ma vezò possubl deoc'h, evit goulen assistanç an Autrou-Doue, grit aluzennou herves ho gallout ha yunet en intantion-ze. En em recommandit da bedennou ho mignonet, grit peptra evit gloar Doue, evit anaout e volonte hac evit obtensi digantâ ar c'hraç da choas mad ur stad a vuez.

D'ar pevare, quemerit bemde un heur bennâc evit sonjal er gondition hoc'h eus da guemer. En delibera-

tion-ze e tleit ober attantion var daou stad general, da lavaret eo, var stad an dud disemes ha var ar stad a briedelez. Ar stad eus an dud disemes eo particulieramant stad an dud a Ilis ha stad ar Religiuset. Ar stad a briedelez a gompreñ ar gonditio-nou eus ar bed.

Songit da guenta en daou stad-ze, ha guelit ha c'hui hoc'h eus inclina-tion evit unan bennâc eus an diou gondition-ze pe c'hui n'hoc'h eus quet.

Ma ne santit inclination nac evit an eil nac evit eguile eus an daou stad-ze, quemerit amser evit o exa-mina o daou gant attantion ha gant intantion da guemer an hini a barrisso ar guella hac ar propra evi-doc'h. Mæs mar santit inclination evit unan bennâc anezo, arabat e vezò deoc'h evit quemense senti re-buan ouz an inclination-ze; mæs quemerit amser evit examina mad ho calon.

Mar santit mui a inclination evit ar stad a briedelez, considerit ha

pell so ma hoc'h eus an inclinationze, songit mad dre pe seurt ræson ez hoc'h tuyoc'h douguet evitân; martese e santit-hu inclination evit ar stad-ze abalamour d'ar madou, abalamour d'ar blijadurezou ha martese memès dre ambition evel ma c'hoare alies; considerit an difficulteou hac an obligationou eus ar stad-ze, hac evit o anavezout gant mui a facilite, songit er gonditionou particulier eus ar bed e pere e allot antreal; pedit an Autrou-Doue da rei deoc'h ar c'hraç da anavezout e volonte ha da viret ne antreot en ur stad e pehini ne alfac'h quet en servicha; prometit dezàn penaus, en drouzespet d'an inclination pehini hoc'h eus evit ar stad a briedelez, ne fall quet deoc'h gouscoude antreal ennâ, ma ne d'eo quemense agreabl dezàn; diouallit dioc'h pep motif fall, evel ma eo ar blijadur, an avaristet, an ambition, ar vanite; ne dleit caout quen intantion nemet da servicha Doue ha da ober e volonte. Goude beza grêt quement-mâ, mar sanit ato incli-

nation evit ar briedelez, quemerit neuse ar stad-ze gânt un inclination vad d'en em gomporti e den honest, da bellaat diouz an dangerou, da ober ho teverou, da veva e doujanç Doue ha da guemer e volonte evit reglen evit hoc'h oll actionou, mæs neuse en ur choas ur gondition ben-nâc er bed, diouallit da guemer unan e pehini e velot cals danger da of-fanci Doue ha d'en em goll.

Mæs mar santit mui a inclination evit stad an dud disemes, ez eo rêt deoc'h caout ur vocation particulier. Examinit mad an inclination-ze ha ne rit netra nemet goude beza goulennet digant Doue ar c'hraç da anavezout mad ar stad-ze; goulennit avis digant ur re ha quemerit amser evit examina an difficulteou hac an avantaichou eus ar stad-ze.

Erfin, va lectour, epad an amser ma viot o sonjal er stad hoc'h eus da guemer, goulennit alies cusul digant ho confessour; discleriet dezàn hoc'h inclinationou hac an dificulteou pere a velit. Leverit dezà

ar ræsoniou eyit pere ez hoc'h
muyoc'h douguet evit ur stad eguet
evit un all; goulennit ive cusul di-
gant personaichou all; mæs ar per-
sonaichou-ze a dle caout ar c'halite-
teou-mâ.

EIZVET ARTICL.

*Ar c'haliteou pere a so necesser d'ar
personaichou digant pere e c'hou-
lenner cusul var stad a vuez.*

PA ve arrué an amser da choas ur
stad a vuez, e renquer goulen cusul
digant ar c'confessour, quemens
a so certen rac n'eus d'en hac a
ouffe decida an affer-ze guell evitâ.

Petra bennâc ma en deus ur c'confessour
anaoudeuez eus a goustianç
e benitant pe e benitantes, gous-
coude n'eus affer ebet difficiloc'h
da zecida.

Ar c'confessour pehini a choazo
an dud yaouanç en effer-mâ, a dle

beza un den fur ha vertuzus, un
den prudent ha desinteresset, un den
habil ha gouïec.

Ne barlantin mui deoc'h eus a
guement-mâ; ne apparchant quet
ouzin rei reglennou da confessoret
pere o deveus mui a experianç hac
a c'houïeguez evidon. Pep confes-
sour a voar e zever, ha va hini-n
eo têvel bremâ.

NAVET ARTICL.

*Ha rêt eo ioe goulen aëis ar guerent
evit choas ur stad a vuez?*

PARLANT a ràn eus a guement-mâ
abalamour ma c'hoare alies ma ve
an dud yaouanc ampechet ha trou-
blet gant o c'herent, pa ve quistion
da choas ur stad a vuez. Ne lesont
quet gant o bugale al liberte da
choas ur gondition. Alies o interest
hac o inclination propr o laca da
rei dezo ur stad, en ur guer, forci

a reont alies o bugale. An tadou hac ar mammou pere a zeu d'en em gomporti er façon-ze a gommert ur pec'het marvel. En em renta reont coupabl dirac Doue eus an oll disurzon hac eus an oll maleüriou a c'hoarvezo pe a ell c'hoarvezout gant o bugale.

Evelse eta, va lectour, ma reont o querent al liberte deoc'h, en em estimit eürus ha rentit graçou da Zoue; mæs ma ne lezont quet ac'hanoch'e liberte, cheṭu amâ ar pez hoc'h eus da ober.

Mar desiret beza den a ilis, pe autramant mar desirit antreal er religion, ne e'houennit jamæs cusul digant ho querent ha ne heuliet ja-mæs o bolonte, mæs considerit mad ha c'hui a so galvet gant Doue dà unan eus an daou stad-ze, rac beza ez int santeloc'h ha parfetoc'h eguet an oll gonditionou all; hac evit antreal enno e renquer caout ur vocation particulier, ha pa ver galvet gant Doue ez or obliget d'o c'hemer.

Evelse eta mar fell d'o querent e

yeac'h den a ilis pe religius, examinit da guenta ha galvet ez oc'h gant Doue, ha ma ne santit inclination ebet, ne antrit quet er stad-ze. Lezit ho querent da barlant ha d'en em facha mar queront. Diouallit gouscoude da vancout a respect dezo; leverit dezo gant modesti ho ræsoniou; evit ober guell e allot peditud all da barlant evidoc'h; pedit an Autrou-Doue da chench o bolonte.

Er c'hontroll, ma ne fell quet d'ho querent e veac'h den a ilis pe religius, mar santit inclination evit unan eus an diou gondition-ze, ar pez hoc'h eus da ober eo examina an inclination-ze evit gouzout hac inspiret eo deoc'h gant Doue. Ma n'hoc'h eus, quen desir nemet da servicha Doue ha da ober ho silvidiguez, mar d'eo an inclination-ze cre, hir ha perseverant, ma n'ez hoc'h quet rebutet gant an difficulteou na gant ar reprochou, na gant ar menaçou eus ho querent, ur merq eo ez hoc'h galvet gant Doue. Gouscoude ne rit netra hep goulén

cusul digant tud fur pere a lavaro deoc'h ar pez a ranquit ober evit senti ouz bolonte Doue ha conservi ar respect pehini so dleet d'ho querent.

Chetu aze penaus e renq an dud yaouanc en em gomporti pa o deus 'hoant da veza tud a ilis pe da ntreal en un urz bennâc , evel na eo urz Carmes , urz Sant Dominiq , urz Sant Frances pe en un urz all bennâc . Parlant a rân evit ar merc'het couls hac evit ar goazet . Rac quement hini en deus c'hoant da antreal er religion ne dle caout quen intantion nemet da bratica ar vertuziou , da ober pinigen , da observi reglen e urz , da renonç d'ar bed ha da gommerç ar bed ha da avanç er berfection .

Trist eo guelet en un urz bennâc un den yaouanc pe ur plac'h yaouanc pere n'o deveus nemet an habit religius , pere o deveus neu beutoc'h a barfeturi eguet tud ar bed , pere a gar ur bed hac e vaxi nou ha pere memes a so sujet da

voall habitujou . Ne quet avoalc'h beza treac'het ar viçou corporel evel ma eo al luxur , ar gourmandis , etc. Rêt eo ive treac'hi defau tou ar speret , evel ma eo ar goler , ar vanite , an ambition , an avi , an inimitie , an dizàntion hac ar viçou all pere a so dangerus da un ene .

Evit antreal en un urz bennâc e renquer anavezout an urz - ze ; hac evit e anavezout e renquer gouzout pevar dra : da guenta , petra eo an urz ; d'an eil , pere eo obligationou an urz ; d'an trede , pere eo avantaichou an urz ; d'ar pevare , pere eo dangerou an urz .

Da guenta , petra eo an urz ? *Ur voyen instituet , eme Sant Thomas , evit acquisita ar santelez , non pas ur santelez apparant , pehini ne baris nemet en habit , mæs ur santelez interieur hac er galon pehini a dle mortifia an oll passionou , retranchi an oll affectionou dire glet ha distruja an oll viçou , ha pehini a dle ive hon unissa gant Doue dre ar garante ; rac - ze pep*

religius a dle renouç d'ar bed ha d'e vaximou.

D'an eil , pere eo obligationou an urz ? An obligationou - ze a so bras ; ordren a ra deomp conservi ar chastete , ar baourente , an oboissang ; ordren a ra c'hoas observi ar reglen ha pralica ar vertuziou christen , difen a ra ouzomp caout affection evit madou an douar .

D'an trede , pere eo avantai-chou an urz ? Chetu amâ ar pez a lavar deomp Sant Bernard : *An hini , emezâ , a so antreet er religion , en deœus mui a burete , mui a gou-raich hac a nerz , mui a brudanç hac a brecaution , mui a c'hraçou hac a assuranç , neubeutoc'h a spont rac ar maro , neubeutoc'h a amser da chom er purgator ha mui a c'hoar en Eé.*

Dar pevare , pere eo dangerou an urz ? Ar c'henta eo ar vanite pe an istim re vras ac'hanomp hon-unan . An eil , eo an affection hac an desir da zistrei d'ar bed . An trede , eo an dic'hoanteguez da bratica ar reglen .

Chetu aze ar pez a dleit gouzout , mar santit inclination evit un urz bennâc . Mar desiret antreal er religion , considerit ha songit mad hac inspiret eo an desir deoc'h gant Doue .

Mæs penaus e allomp - ni gouzout hac inspiret eo an desir - ze deomp gant Doue ? Chetu amâ penaus e allomp gouzout an draze : quemerit amser evit examina an affer - ze ; diouallit diouz ar re a so ato ouz oc'h alia da antreal en un urz bennâc , rac birviquen ne ouffac'h neuse gouzout pe c'hui so inspiret gant an dud pe gant Doue . Pedit an Autrou - Doue da ziscleria deoc'h e volonte ; examinit mad an avantaichou , an obligationou , an dangerou eus an urz e pehini e fall deoc'h antreal , examinit gant pe seurt intantion e fall deoc'h antreal ennâ ; considerit ha propr ez hoc'h evitâ ; examinit ho qualiteou hac ho defautou quen spirituel quen corporel ; gou-lennit cuzul digant ho confessour ha digant tud fur .

304 *Ar guir voyen d'en em savetei.*

Mar en em gomportit er fæçon-mâ , ho pezo leac'h da esperout penaus e teui Doue da ziscleria deoc'h e volonte. Ne lavarin mui netra var an articl-mâ , ar gonnfessoret a lavaro ar rest. Ne barrantin quet eus a stad an dud a ilis , rac piou bennâc a sant inclination d'ar stad-ze , a dle gouzout lenn ar gallec. Caout a rai e cals leoriou ar reglennou eus a bere e tle en em servicha.

Erfin , ha necesser eo goulen avis ar guerent evit antreal e stad a briedelez ? Ya , va lectour , necesser eo an dra-ze ha quemense a so just. Rêt eo memes en em soumetti dezo en ur choas ur vicher , nemet fallout a raffe dezo o lacât en ur gondition e pehini e caffac'h cals occasionou da offanci Doue ha da ober o daonation. En ur guer , sentit outa nemet ur ræson vad bennâc o pe da ober ar c'hontroll.

FIN.

Canticou spirituel.

305

CANTICOU SPIRITUEL

Composet gant ar memes Bælec guinidic eus a Barres Crozon.

CANTIC SPIRITUEL

En enor da Galon Jesus. Var ton : Me ho salud , o va Salver.

Me ho salud , Calon Jesus ,
Evidomp oll carantezus ,
Sourcen eus a vadelezou ,
Ha tensor an oll grâcou.

Sourcen eus , etc.

C'hui so memes ar garante ,
An douçder , an humilité ,
An obeissanç , ar burete ,
Hac ive ar simplicite.

An obeissanç , etc.

C'hui eo ar galon biniguet
Douç ha tener en hon andret ,
Attantif d'hon oll bedennou ,
Oc'h accordi deomp o grâcou.

Attantif , etc.

C'hui eo ar galon precius
 Eus va c'hrouer, eus va Jesus ;
 C'hui a so ar felicite
 Eus an AElez ebarz en Eê.
 C'hui a so, etc.
 Me a gonsaer deoc'h va Ene,
 Va c'horf, va madou, va bue,
 Evit ma allin ho caret
 Gant an oll Sänt ha Santezet.
 Evit ma allin, etc.

CANTIC SPIRITUEL

*En enor d'an Autrou San Per, var ton:
 guers Santes Mari, Mam Doue.*

AUTROU Sant Per Biniguet, Abostol
 eurus,
 C'hui a so bet on disquibl ha mignon
 da Jesus,
 Intercedit evidomp, ni ho ped a galon,
 N'ouffac'h quet hon refusi, rac c'hui so
 hor Patron.
 Ni so bugale ingrat, pec'herien obstinet,
 Memes da gomsou Doue, calonou ca-
 ledet ;
 Hor c'houstianç so carguet a bep seurt
 pec'hejou ,

Rac-se ez omp affliget gant pep seurt
 miseriou.
 C'hui hoc'h eus gret pinigen da veza
 renoncet
 Jesus hor mästr, hor c'hrouer, hor
 Salver biniguet.
 Roït ive d'hon daoulagat ur sourcen
 a zaëlou
 Da voela a detesti da jamæs hor c'hrimou.
 C'hui a so an deliçou, c'hui a so
 curunet,
 Assambles gant an oll Zänt, ha gant
 an oll AElet,
 C'hui a so bremâ contant, c'hui a so
 eurus,
 O velet, o contempli hac o meuli Jesus.
 Ni a renonç d'ar pec'het, ni a rai
 pinigen ;
 D'ar bed ha d'e vaximou, ni a renonç
 a gren,
 Intercedit evidomp, ma vezimp e repos
 O velet ive Jesus e creiz ar barados.



CANTIC SPIRITUEL

*En enor d'an Ael mad , var ton : O
Christenien , tud eurus.*

CANOMP , canomp , ô christenien ,
En enor d'hon Ael gardien ,
Meritout a ra an dra-ze ,
Abalamour d'e garante.

Canomp , canomp , etc.

Hennes eo an Ael biniguet
En deus ato hon diffennet ,
En deus ato hon sicouret
Er gombat ouz an drouc-speret.

Canomp , canomp , etc.

Presanti a ra da Zoue
An œuvrou mad eus hor bue ,
Fidel e vez deomp ato ,
Memes en heur eus ar maro.

Canomp , canomp , etc.

Quer bras eo e fidelite
Ma chom ato en hon c'hoste ;
Canomp eta , ô christenien ,
En honor d'hon Ael gardien.

Canomp , canomp , etc.

Ael eurus , speret divin ,
En deus Doue digacet din ,

Canticou spirituel.

309

Mar plich ganeoc'h , va diouallet
Dioc'h pep drouc ha dioc'h pep pec'het.
Canomp , canomp , etc.

C'hui hoc'h eus evidon sourci ,
C'hui a so ato e pedi ;
Pedet ato , na scuizet quet ,
Aon am eus da veza collet.
Canomp , canomp , etc.

C'hui so ato va gardien
Hac ato memes em c'hichen ,
Quer bras eo ho fidelite
Ma chomet ato em c'hoste.

Canomp , canomp , etc.

Quement hoc'h eus a garante ,
Pa bedan e pedit ive ;
C'hui a bed ato evidomp ,
Ha memes assambles ganeomp .
Canomp , canomp , etc.

C'hui so leun a humilite ,
A zouçder , a zocilite ,
Ha prest da senti ouz Doue ,
Evit ober e volonte.

Canomp , canomp , etc.

Pa'm be commettet ur pec'het ,
C'hui a ve neuse affliget ;
Mæs c'hui hoc'h eus ive ar joa
Pa ven bet o communia.

Canomp , canomp , etc.

Me ho ped , inspiret din-me

Canticou spirituel.

Ar ferveur e servich Doue ;
Roît d'am speret' devotion ,
Ha d'am c'halon contrition.

Canomp , canomp , etc.
Æl biniguet, va frotectour
Var an douar ha var ar mour,
Va diouallit en dangerou
Hac ous an oll drouc-sperejou.

*E pep seurt dangerou hac e pep seurt
tentationou , ez eo mad recita ar c'homssou
diveza-má en enor d'an Æl mad.*

ACT A GONTRITION,

var ton : *An actou a Fei, a Esperanç
hac a Garante.*

CEUS bras am eus , ô va Doue ,
Da veza blesset ho majeste ,
Rac , va Doue , c'hui so memes
Ar sourcen eus ar vadelez ;
Dre veritou Jesus , pardonnet ,
Renonç a ràn da va fec'het.

ACT A ADORATION,

var ar memes ton.

M'hoc'n ador , va Doue biniguet ,
C'hui , va mæstr , hoc'h ens va c'houquet;

Canticou spirituel.

Recevet , mar plich , diguenin ,
Quement tra apparchant ouzin ;
Me n'em soumet deoc'h-hu ive ;
Epad an oll eternite.

PEDEN

*Em eus un ene devot da Jesus ha da Vari ,
var ton an Actou.*

O va Jesus , a va c'hrouer !
Guerc'hes Vari , mam d'hor Salver ,
Offri a ràn d'ho majeste
Va c'horf , va c'halon , va ene ;
Rei a ràn deoc'h a greis calon
Eus anezo possession.

Var va c'halon ra ve scrivet ,
Ha da virviquen imprimet ,
Hano biniguet a Jesus
Hac a Vari mam druezus ;
Accordit din-me ar c'hraç-ze ,
Me a varvo contant neuse.

CANTIC SPIRITUEL.

var ton : *guers Santes Mari , mam Doue.*

D'ar Sacramant adorabl eus an Auter .
Considerit , christenien , Jesus Map da
Zoue

Canticou spirituel.

Exposé var an Anter, ô pebes carante!
Lit eta da gaout Jesus, roit dezàn ho calon,
En em unisset ganta dre ar gommunion.

D'an Autrou Sant Per.

Autrou Sant Per biniguet, Abostol
eürus,
C'hui a so bet an disquibl ha mignon da
Jesus,
Intercedit evidomp, ni ho ped a galon;
N'ouffac'h quet hon refusi, rac c'hui so
hor Patron.

D'an Itron Varia ar Rozera.

En em adressomp bremâ d'an Itron
Varia
Quement so er vreuriez, emeus ar Rozera;
Leveromp ar chapelet evit e enori,
Hennes eo ar guir voyen da veza caret
ganti.

D'ar Verzerien.

Ha c'hui Merzerien santel, bugale da
Zoue,
D'ar fei hoc'h eus consacret ho madou,
ho bue,
Desirout a reomp ive, ha memes a galon,
Mervel evit an Ilis hac ar Religion.

D'an Autrou Sant Ian Badezour.

Ha c'hui Sant Ian Badezour, den eürus
meurbet,

Canticou spirituel.

C'hui a so bet ar brassa eus an oll dud
c'hrouet;
C'hui hoc'h eus bet gouscoude cals a
humilite,
Evelse hoc'h eus ive cals pliget da Zoue.

D'an Itron Vari a druez.

Itron Vari a druez, ho calon so rannet
Pa velit var ho taoulin ho map disiguret;
Roit bremâ deomp ar gouraich da ober
oræson

Var maro ho map Jesus ha var e bassion.

D'an Autrou Sant Frances.

Ha c'hui Autrou Sant Frances, c'hui
hoc'h eus recevet
Ar merq eus ar pemp couli var ho corf
biniguet,
Quemer a reomp eveldoc'h, gant nerz
ha gant couraich,
Quemer a reomp croas Jesus evit hen
oll bartaich.

Da Santes Mac'harit.

Ha c'hui Santes Mac'harit, guir bried
da Jesus,
Consacret hoc'h eus dezâ ho calon precius,
Preferet hoc'h eus Doue dan oll vadou
ar bed,
C'hui a so bremâ contant gant Jesus ho
pried,

*Canticou spirituel.**Da Sant Iouen.*

Canomp bremâ meuleudi d'an autrou
Sant Iouen,
Morse n'en deus refuset d'ar paour an
aluzen;
Difennet en deus ato procesou minoret,
En so bet protectour eus an dud affliget.

Da Sant Joseph.

Ha c'hui Autrou Sant-Joseph, pried
d'hon Rouanes,
Tad maguer d'ar map Jesus, compaignon
d'ar Verc'hes,
Intercedit evidomp, ma rentimp deoc'h
ho tri,
Quent ha goude ar maro, enor ha meu-
leudi.

Da Sant Roc'h ha da Sant Sebastien.

Ha c'hui daou Sant biniguet, evidomp
patronet
En amser a drubillou, en amser a glènvet,
C'hui so daou Sant eürus, Roc'h ha
Sebastien,
Hon diouallit diouz clènvet, ive diouz ar
vocen.

Da Santes Madalen.

Santes Mari Madalen, guechall pec'he-
res bras,

Canticou spirituel.

C'hui a voe varlec'h Jesus accablet gant
e groas,
C'hui hoc'h eus gret pinigen ha scuillet
cals daelou,
C'hui a so bremâ contant, echu hoc'h
oll boaniou.

Da Santes Anna.

Rentomp da Santes Anna, mam d'ar
Verc'hes Vari,
Rentomp bremâ, christenien, gloar hac
enor dezi ;
Respetomp an ilizou, ha miromp ar
silanç,
Evit ato respeti a Zoue ar bresanç.

CANTIC SPIRITUEL

*En enor d'ar Verc'hes, var ton ar c'han-
tic galleg : Vierge en tout temps.*

SANTES Mari hac ato Guerc'hes,
Mam va Salver hac hon advocades,
Presanti a ràn d'o majeste
Va ene, va ene,
Va c'halon ive.

Va oll desir eo, mam biniguet,
E ve guèneoc'h ha gant Jesus scrivet,

Var va c'halon ha, var va ene,
O Jesus, ô Jesus
Ha Mari ive !

Me a bromet deoc'h da lavaret,
Pep deiz, pep heur ha pep momet,
Jesus, Mari, mistri souveren
D'am c'halon, d'am c'halon
Evit birviquen.

PEDEN

Emeus un ene devot da Jesus ha da Vari,
var ton ar vers galleg : *Que t'ai-je fait,*
Placide, réponds-moi?

O va, Jesus, ô va myua caret,
O Guerc'hes sacr, santes Mari benniguet,
Credi a ràn offri d'ho majeste
Va ene paour, va c'horf, va c'halon ive.

Un desir bras am eus e ve scrivet,
Var va c'halon an daou hano biniguet
Eus a Jesus hac a Vari ive,
Contant e ven da souffr ar maro neuse.

Me a bromet dec'h-hu, ô va Jesus,
Me a bromet da Vari, mam druezus,
Da repeti pep heur ha pep momet,
O va Jesus, ô Mari, va sicouret.

CANTIC

En enor da Sant Joseph, evit goulen, dre e intercession, ar c'hraç da gundai ur vuez vad ha da gaout ur maro mad.

Var ton : *Santes Mari, mam Doue, etc.*

O Pried sacr da Vari, tad maguer da Jesus,
Da nep ho ped a galon, patron carante-
zus ;
Daou dra, autrou Sant Joseph a zeziràn
meurbet,
Digant Jesus evidon, gant Mari obtenet.
Me gare, ahed ma buez, eveldoc'h ho
caret,
Mervel etre ho divreac'h, evel m'oc'h
tremenet ;
Ur vuez hac ur maro hènvel ouz hoc'h-
hini,
Digant Jesus evidon, goulenet gant Mari.
Var ho divreac'h map Doue, pa zenas
da guemeret,
Ha ped gueich ouz ho calon hoc'h eus-hu
e serret ;
Ar joa pehini poa neuse, hac ar guir
garantez,

Digant ma Salver dième, obtenant em buez.
 Em maro a c'houlennan ar pez hoc'h
 eus santez
 O vervel etre Jesus hac e vam biniguet;
 Ar memes Feiz, esperanç, ar memes ca-
 rantez
 Evit Jesus ha Mari e vam, hon rouanes.

CANTIC

*En enor d'an Assomption ar Verc'hes glo-
 rius Vari, mam da Zoue, var an ton :
 O christenien, tud eürus.*

CHRISTENIEN, canomp assambles
 Bremâ meuleudi d'ar Verc'hes,
 Pa ma var un tron éclatant
 Placet, curunet, triomphant.
 Christenien, canomp assambles
 Bremâ meuleudi d'ar Verc'hes.
 Mari a chommas pell amser
 Er bed-mâ goude hon Salver
 Da gonsoli ar gristenien,
 D'o fortifia, d'o souten.

Christenien, canomp assambles, etc.

Alies e pede Doue
 Da rei ar repos d'he ene ;
 Erfin e annonças an AEI
 E voa deut ar poent da vervel.
 Christenien, canomp, etc.

An Ebrestel en em gavas
 Ganti oll, eme Sant Thomas,
 Neuse finissas he buez
 Dre un transport a garantez.
 Christenien, canomp, etc.

An Ebrestel a enterras
 E Jesse Mari gant caou bras,
 Mæs da ben an trede devez
 E ressuscitas eus ar bez.

Christenien, canomp, etc.
 Hervez rapport Sant Ian Damas,
 Evel ma voa deut Sant Thomas,
 Ebars er be ne gavson quen
 Nemet a lizzer hac ar menn.

Christenien, canomp, etc.
 Me ho les da gonsideri
 Pa voe ressuscitet Mari;
 Gant pebes joa e voe douguet
 Ebars en Eê gant an AElet.

Christenien, canomp, etc.
 Dre ma sao diouz an douar
 E seblant augmanti he gloar ;
 Appuiet var he map Jesus,
 N'ez eus netra quer gloriis.

Christenien canomp, etc.
 Pep AEI a c'houlen gant eston
 Piou è oumâ, caer hac itron ?
 Hac oll e c'havont assambles
 Caeroc'h evit an oll AElez.

Christenien canomp, etc.

Canticou spirituel.

Cunduet e voa d'an Eou,
Evelse leun a driomphou ;
Ha presantet dirac an tron
Occupet gant an tri ferson.

Christenien canomp , etc.

Eno , en tu deou da Jesus ,
A eoc'h an oll re eürus ,
E cavas ur plaç préparet
Eus a gommançamant ar bed.

Christenien , canomp , etc.

Er momet an Tad éternel ,
Ar Map hac ar Speret-Santel ,
E c'hurunas joaüs meurbet ,
Evel merc'h , ha mam , ha pried .

Christenien , canomp , etc.

Ni oll christenien eus ar bed ,
An oll Sänt hac an oll Ælet
So obliget d'e respecti ,
D'e c'haret ha d'e enori .

Christenien , canomp , etc.

Oll galloudec goude Doue ,
Evit ar c'horf hac an ene ,
Ez è mästres d'an oll graçou
Pere a zeu eus an Eou .

Christenien , canomp , etc ,

Hac èn so den var an douar ,
O vel ur seurt mirit a gloar ,
Ne rento enor da Vari ,
N'en devezo recours dezi .

Christenien , canomp , etc.

Canticou spirituel.

Guerc'hes santel , hon rouanes ,
Hor mam hac hon advocades ,
Dirasoc'h en em brosternomp ,
Mari ho pet truez ouzomp .

Christenien , canomp , etc.

CANTIC SPIRITUEL

*Var an disposition eus a Varados Doue ,
hervez an Anaooudeguez dister a aller da
gaout amd anezàn , propr da gana e pep
amser , hac ispicial da Vouel an oll Sänt ,
var an ton : Bugale Doue , chilaouet , etc.*

CHRISTENIEN quiteomp an douar
Eleac'h n'ez eus nemet glac'har ,
Ha deomp da gontempli ar gloar ,
Meulomp Doue , meulomp Doue , etc.

Disprijomp ar vaniteou
Ha sevomp oll hor c'halonou
Ur momet varzu an Evou .

Meulomp Doue , etc.
Eno eus ur guer precius
A goust e vñez da Jesus
Evit hon renta eürus .

Meulomp Doue , etc.
E mougueriou , toen ha pave
A so scleroc'h evit an de ,
E sclerigen eo un Doue .

Meulomp Doue , etc.

Canticou spirituel.

E creis ar palæs eus an tron,
Eleac'h ma an tri férson,
Ar c'henta sujet a eston.

Meulomp Doue, etc.

Goude humanite Jesus,
Ha goude ar Verc'hes glorijs,
Ema'r Sperejou eürus.

Meulomp Doue, etc.

Neuse ema ar Batriarchet
Goude ema ar Prophetet,
Ha Ian Badezour biniguet.

Meulomp Doue, etc.

All oll Ebrestel gant Sant Per,
Ha gant Sant Stephan pep Merzer,
Aso equichen hor Salver.

Meulomp Doue, etc.

Leiz Pontif, cals Esquibien;
Leiz Doctor, cals Beleyen,
A so ive en o c'hichen.

Meulomp Doue, etc.

Quement so bet guir Hermitet,
Hac ar guir Religiuset,
Hervez o mirit so placet.

Meulomp Doue, etc.

Eno ez eus c'hoaz cals a dut,
Daouzec mil den a bep tribut,
Eme'r scritur, non pas ar brut.

Meulomp Doue, etc.

Sant Ian goude'r re-mâ velas

Canticou spirituel.

Ur vanden dud ha meurbet vrás,
Rac o c'honta den ne allas.

Meulomp Doue, etc.

Tud a bep stad, a bep canton,
Oll en o za dirac an tron,
O cana var ar memes ton:

Meulomp Doue, etc.

Canomp oll assambles gante,
Bremâ meuleudi da Zoue,
Da c'hortos ma zaïmp d'y ive.

Meulomp Doue, etc.

O Guerc'hes Vari, ni ho ped,
Æles ha Sænt ha Santezet,
Ar c'hraç-ze deomp-ni obtenet.

Meulomp Doue,

CANTIC

*En enor da Santes Catell, Guerc'hes ha
Merzeres, var ton : Santes Mari Mam
Doue.*

SANTES Catel, Merzeres ha Guerc'hes
pur meurbet,

C'hui hoc'h eus bet ar victor var ar
Philosophet;

D'an oad eus a triveac'h bloas ho poa
mui a squiant

Evit ar re habila da drec'hi an tyrant.

Na scourgeou, na guial, na prison,
na chaffot
No deus grêt deoc'h coll couraich, nac
an estrancha rot;
Souffret oc'h eus ar maro, quent man-
cout d'ho lezen,
Hep clasq eus a nep coste na sicour na
diffen.

Dindan ho protection en em laqueomp
bremâ,
Pedit evidomp Mari ha Jesus da guenta,
Ma vezimp oll er bed-mâ eveltoc'h ver-
tuzus,
Ha goude er Barados eveltoc'h eürus.

CANTICOU

*Enenor d'an hano sacr a Jesus, var ton
ur c'hantic galleg : Mon aimable Jesus,
objet de mon amour, etc.*

MEULOMP oll assambles an hano caër
a Jesus,
Pehini a so bras meurbet, douç ha pre-
cius;
Me ho car, va Jesus, dreist quement mad
a so,
Ra vo glorifiet ha meulet hoc'h hano.

An hano a Jesus ~~so~~ e guirione santel,
Ha terrubl è ive dre ar bed universel.
Me ho car, va Jesus, etc.
Eus a vete sao eol bete cus eol eo
meulabl,
Dre bevar c'horn ar bed eo un hano
adorabl,
Me ho car, va Jesus, etc.
Diaoulou an ifern, hac an dud hac an
Alet
A renq mont d'an daoulin evel ma ve
prononcer :
Me ho car, va Jesus, etc.
Ar scritur èn lavar ne allomp quet
doueti
E bet roet d'hon Salver evit e recompanci.
Me ho car, va Jesus, etc.
Sant Bernard a lavar ez eo ur guic
sclerigen,
Eo ur boed precius ez è ur remed certen.
Me ho car, va Jesus, etc.
Rei sclerigen a ra d'an den just ha
d'ar pec'her,
Hac excita hon feiz evel ma er prezeguer.
Me ho car, va Jesus, etc.
D'an nep a sonch ennàn eo ive ma-
guadurez
A ro nerz d'ar c'hristen da regli mad e vuez.
Me ho car, va Jesus, etc.

Canticou spirituel.

An ene so dreizän pare eus e c'hlén-
vejou,
Gant ma ve invoquet e ra dezi remejou.
Me ho car, va Jesus, etc.
Cals a effejou bras en deus c'hoas, me
hoc'h assur,
Ha n'en assurän deoc'h nemet goude ar
scritur.
Me ho car, va Jesus, etc.
E hano Jesus-Christ ez eo bet an Ebrestel,
Etoues a bep seurt tud, o prezec an
Aviel.
Me ho car, va Jesus, etc.
E hano Jesus-Christ e roas Sant Per
ar yec'het
Da ur paour quez infirm, e dor an templ
asezet.
Me ho car, va Jesus, etc.
An nerz en deus ouspen da chasseal an
diaoulou
Emeus a bep ene, hac ive eus ar c'horfou.
Me o car, va Jesus, etc.
Mar deo necesser deoc'h desqui lan-
gachou nevez,
Dre vertuz e hano hoc'h sur d'o desqui
ivez.
Me ho car, va Jesus, etc.
N'on deus silvidiguez dre ha noall er
bed-mâ,

Canticou spirituel.

Nac esperanç memes, nemet dre m'on
deus ennâ.
Me ho car, va Jesus, etc.
N'hon deus dindan an Eê un hano quer
vertuzus
Na quen dign a respet hac an hano a
Jesus.
Me ho car, va Jesus, etc.
Evelse, christenien, e tleomp oll e
respeti
Ha lacat vez mad ne zeuffemp d'e brofani.
Me ho car, va Jesus, etc.
Dre oc'h hano santel, goude beza èn
respetet,
Grêt deomp ebars en Eê, beza gueneoc'h
curunet.
Me ho car, va Jesus, dreist quement
mad a so.
Ra vo glorifiet ha meulet hoc'h hano.
~~~~~  
**G U E R S**  
*An Ifern, var ton : Quelfen.*  
DISQUENNOMP oll a speret en Ifern da  
velet  
An tourmanchou effroyabl eus an eneou  
daonet

A so dre justiç Doue dalc'het ebars en tan,  
 Goude beza abuset eus e c'hraç er bed-mâ.  
 An Ifern a so ur plaç leun a devaligen,  
 Eleac'h ne veler jamæs ar biana sclerigen;  
 An doriou so siellet gant coler un Doue,  
 Ha ne zigorint jamæs hed un eternite.  
 Considerit ar maleur eus an eneou daonet,  
 Songit en o zourmanchou gant ur guir barfetet.  
 Rac aon goude ho maro ne zeuffach da goueza  
 Er memes tourmant ganto, pa sonjot neubeuta.  
 Ur forn goret er bed-mâ ne d'ê nemet mouguet  
 E quènver tan an Ifern, pa vezint comparet,  
 Guell eo devi sur enni, ac'han da fin ar bed,  
 Eguet beza en Ifern hed un deiz tourmantet.  
 Crial a reont a yudal evel tud arraget,  
 Ne ouzont peleac'h tec'het, bepret ez int losquet;  
 An tan so var o gorre, an tan so dindanno,  
 An tan so a bep coste hac o dévo ato.

Neuse, dre an disesper, an eneou daonet  
 A roï mil ha mil mallos d'an heur ma zint ganet,  
 Ha d'an tadou ha mamou so quiriec d'o glac'har,  
 Deffaut beza o c'horriget pa voant voar an douar.  
 Ar priejou en Ifern, siouas en em gavo,  
 Hac ive o bugale mar bent daonet ganto;  
 An eil a roï d'eguile mil malediction,  
 Dre ma zint caus assambles eus o dano nation.

Ar re so bet er bed-mâ en debauch mignonet,  
 O deus offancet Doue dre mil ha mil pec'het;  
 En em gavo en Ifern o lesqui assambles,  
 Peleac'h en em zispennint evel leonet gouez.  
 Daoulagat ar re zaonet a vezo tourmantet  
 Dre ar guel an diaoulou hac eus ar serpentet;  
 An tan hac an disesper a vezo o fartaich,  
 An eternite poanis a rai o heritaich.  
 O magadures vezo da viquen gant Satan,  
 Ar vestl eus an dragonet etouez ar flam mou tan;

Ha siouas, o oll h'reuvaich a vezō com-  
posest  
Eus a mil ha mil viltans a c'hood an tous-  
seguet!  
O diou scouarn ne glevint nemet ar  
blasphemou,  
Ar c'hri al leoudouet, ha pep seurt mal-  
lozou  
A roi an eil d'eguile, ha memes d'an  
Dreindet,  
D'ar Verc'hes ha d'an AElez, d'ar Sænt  
ha Santezet.  
Corf an dud-ze milliguet a vezō tour-  
mantet  
Gant ar serpent et cruel ha gant an drouc-  
speret;  
En tan e vezō ruillet o c'hic hac o es-  
quern  
Evit ma tevint creoc'h e fournes an Ifern.  
Neuse e teuint da grial ha da scuilla  
daelou  
O santout ar grueldet eveus o zourman-  
chou;  
Mæs coll a rint o daelou, rac dre bado  
Doue,  
E pado o zourmanchou hac o anquen ive.  
An tan sur o devoro quen terrubl en  
Ifern,  
Ma zeui ar mel da virvi partout en o  
esquern;

Hennez vezō an tourmant da un ene da-  
onet,  
Caer en devezo yudal, bepret e vo losquet.  
An tan-ze so alumet dre goler un Doue,  
Rac-se e pado bepret epad un eternite,  
Jamæs ne vezō mouget mæs ato e tevo  
Hep finissa d'o lesqui biquen n'o distrujo.  
Goude ma vezint losquet un nombr am-  
ser en tan,  
En em guevint en ul len leun a scorn  
gant satan;  
Eleac'h ma vezint sclasset a ben neubeut  
amser,  
Ma souffrint ar yenigen quer couls hac an  
domder.  
Eus al lennou-ze scornet, en tan e vint  
taulet  
Ma continuo ato o foaniou diremet;  
Biquen n'o deveuz repos, mæs tourmant  
var tourmant,  
Quent ma finisso unan, un all a vo presant.  
Ar prènv eus o c'houstianç, o fico, o  
broudo,  
Hac o amser tremenet dezo a rebecho;  
Hennez a vo ar glac'har o velet o deus  
bet  
Alc'huezio ar Barados hac ho deus dis-  
priget.  
Pet gueich omp bet er retret, a lavarint  
neuse,

Quer couls hac ar re salvet o clevet  
comsou Doue;  
Mæs, sionas, dre hon maleur n'hon deus  
quet profitet,  
Ne d'eo quet sur hep ræson, ez omp  
bremâ daonet.  
O missionou santel, induljançou plenier!  
Tremenet hoc'h evidomp, n'e deus mui  
a amser;  
Collet hon deus hon Doue dre ar pec'het  
marvel,  
Condaonet omp da jamæs d'ar peaniou  
eternel.  
Ar pez a ra hon hirvoud, ha, siouas,  
hon regret!  
Eo da veza bet collet an amser dre menet;  
Mâ carjemp beza bevet e guir doujanç  
Doue,  
E vezemp bremâ salvet hed un eternite.  
Mæs dre hon libertinaich hac hon neu-  
beut a feiz,  
Hon deus offanceet Doue hac en noz hac  
en deiz;  
Ha bete fin hor buez hon deus bet quen  
dalec'het,  
Ne allomp quet en em glem mar domp  
bremâ daonet.  
Mæs c'hui querent, mignonet pere so  
c'hoas er bed,

Ne gollit quet an amser evel hon eus-  
ni gret;  
Observit lezen doue ha grit guir binigen,  
Rac aon ne zeuac'h d'e ober ganeomp-ni  
en Ifern.  
Rac-se en em breparomp, pa zomp  
avertisset,  
Profitomp eus a valeur an eneou daonet;  
Tostaat a ra ar maro, siouas, ouzomp  
bemdez!  
Pedomp hon Salver Jesus da gaout ou-  
zomp truez.

## CANTIC

*Evit an Angelus, var un Ton nevez.*

GANT ur galon pur ha joaüs,  
Canomp assembles an *Angelus*,  
Ha gant an Arc'hel Gabriel,  
Pedomp merc'h an tad eternel,  
Mari, c'hui so biniguet,  
Hac a bep graçou carguet.  
Mari, Mari, mam da Jesus,  
Sellet ouzomp, mam carantezus. *bis:*

*Angelus Domini, etc. Ave Maria.*

Ha gant santes Elizabeth,  
Mam d'an Autrou sant Ian biniguet,  
Leveromp d'ar Verc'hes Vari,

Evit gallout e enori,  
Mari, c'hui so biniguet  
Dreist ar groaguez ha merc'het,  
Mari, Mari, mam da Jesus,  
Sellet ouzomp, mam carantezus. *bis.*

*Ecce ancilla, etc. Ave Maria.*

Gant an Ilis a greiz calon,  
Gant respet ha gant devotion,  
Pedomp hor mam celestiel,  
Guir bried d'ar Speret-Santel,  
Mari evidomp pedet  
Gant aon na vezimp collet,  
Mari, Mari, mam da Jesus,  
Sellet ouzomp, mam carantezus. *bis.*

*Et verbum, etc. Ave Maria.*

### CANTIC

*Evit ar mission eus a barres Crozon, var ton quelven. E mis Even er bloas 1788.*

Me ho ped, Speret-Santel, da rei din sclerigen,  
Me ho suppli d'am sicour, evit reï da gompreñ  
An avantachou caér demeus ar mission  
Pehini a vo digor hep dale e Crozon.

Ar mission deveus cals a dud saveteet,  
Hac a raï, gant graç Doue, ac'han da fin ar bed;  
Ar Sænt eus ar barados a c'halvàn da destou,  
Ped so bet convertisset dre ar missionou?  
Hac èn so var an douar ur buissantoc'h moyen  
Da galmi coler Doue enep ar bec'herien,  
Ha da lacat ar peoc'h etrezomp ha Doue,  
Ha da veza recevet e toës e vugale?  
Er mission, christenien, e recevot graçou,  
Ispicial ar pardon eus hoc'h oll bec'he-jou;  
Rac eno sur ho pezo ar guïr gontrition,  
Rac-ze ho pezo ive graç ha remission.  
N'ez eus den var an douar capabl da explica  
Ar bonheur eus ur c'christen, pa zeu da brofita  
Eus a c'hraç ar mission, graç caër ha precius,  
Pa êguire teu deomp eus a galon Jesus.  
An autrou Michel Noblet, inspiret gant Doue,  
So bet quenta fondateur a vissionou Querne,  
Choas a reas an hini, dre ordrenanç Doue,

A dlie reï mission e Breiz en e c'houde.  
 An tad Noblet a choasas evit missioner  
 Un den habil ha santel, hanvet an tad  
 Maner ;  
 Da Zoue dre e zousder, dre e brudanç  
 parfet  
 Un nombr a eneou en deveus gounezet.  
 An tad-ze en deus poaniet e cals a  
 escoptiou ,  
 Ispicial e Querne da glasq an eneou ;  
 Labouret en deus ive evidoc'h , Crozonis ,  
 Grêt en deveus mission ebars en hoc'h ilis .  
 AEssoc'h eo conta ar steret , pa ve  
 sclærra an nos ,  
 Evit ar re en deveus casset d'ar barados ;  
 C'hui en goar , ô ma Doue , c'hui hoc'h  
 eus o c'hontet ,  
 Pet den dre ar mission a so bet saveteet !  
 Pell amser so , christenien , eus a barres  
 Crozon ,  
 Pell amser so ma edoc'h o c'hortos  
 mission ,  
 Arru ez ê an termen ho poa oll desirer ,  
 Chetu c'hui bremâ contant hac oll re-  
 jouisset .  
 An Escop eus a Guemper , ar pastor a  
 Grozon ,  
 Hac an oll dadou santel emeus ar mission ,  
 O deus oll en em glevet , ha dre o ma-  
 delez ,

O deus laquet mission ebars en ho parres .  
 Rentet graçou , Crozonis , da vadelez  
 Doue ,  
 Ganta sur ez oc'h caret , ouzoc'h en  
 deus true ,  
 C'hui so sur e vugale a venediction ;  
 Rac mil ha mil so maro hep caout  
 mission .  
 Ne ell quet ma daoulagat miret scuil-  
 la daëlou ,  
 Pa velàr ar vadelez a Jesus hon Au-  
 trou ,  
 Pa velàr ar vadelez en deus en hoc'h  
 andret ,  
 Petra bennâc alies m'hoc'h eus e offancet .  
 Ur pec'het eo disfiziout a vadelez  
 Doue ,  
 Guir eo ez oc'h pec'herien , mæs chen-  
 chet a vue ,  
 Detestit ho pec'hejou ha goulennit  
 pardon ,  
 Doue sur ho pardono eus a greiz e galon .  
 Unan bennâc martez a vezô dre valeur ,  
 Pehini a zisprijo caouët ur seurt bon-  
 heur ;  
 Allas ! ene dianquet , mar caret c'hoas  
 Doue ,  
 Na list quet an drouc-speret da zalla oc'h  
 ene .

Roscanvel ha Camaret, c'hui so amezeyen,  
 Un niver bras a gueffot a vissionerien,  
 Deut oll eta gant couraich, deut oll a vuir galon,  
 Rac ne gueffot quet ato ur seurt occasion.  
 Confessoret a vez a bevar c'horn Querne,  
 Pere a sacrificio ho yec'het, ho bue,  
 Pere leun a garante ha leun a vadelez,  
 An hent deoc'h a zisquezint ous ho silvidiguez.  
 Deut ive, c'hui Teruguis, pa zeo digor an nor,  
 Deut ive, c'hui Argolis, da gaout ur seurt tensor;  
 Mar ho pe poan ha dispign, ho pezo cals mirit,  
 Cals graçou digant Doue hac ive cals profit.  
 Arru an Autrou-Doue evit ho pisita,  
 Chetu ar c'hraç martese evidoc'h diveza,  
 Rac-ze deut en ho profit, deut oll d'ar mission,  
 Deut emeas ho pec'hejou da receo ar pardon.  
 Oll hoc'h eus pedir ræson da zont d'ar mission,  
 An enor eus an ilis, eus ar religion,

Gloar ha bolonte Doue hac ho silvidiguez,  
 Erfin ar soulajamant eus an anaon quæz.  
 Pec'herien, pec'hereset, chilaouit moëz Doue,  
 Rac mar grêt ar scouarn vouzar, ho po cueus goudese,  
 Hirio e cavet graçou, varc'hoas na gueffot quet,  
 Ha dre ho lezireguez e risquet beza collet.  
 Ar Verc'hes, mam da Zoue, oll Sænt ar barados,  
 Sant Per, hoc'h AEL gardien a so ouz ho cortos;  
 Chelaouit ispicial ar vouez carantezus,  
 Eus ho tad celestiel ar vouez eus a Jesus.  
 Drouc-sperejou an ifern a vez oll fachet,  
 Mæs ar Sænt hac an AElles a vo rejouisset,  
 O velet er mission nombr bras a bec'herien,  
 O tistrei ouz Doue dre ur guir binigen.  
 Chelaouit c'hoas, Crozonis, un avis diveza;  
 Pa velot ar mission er poent da finissa,  
 Pa guimiado an tadou, n'en em affliget quet,  
 A gorff e viot separé, mæs non pas a speret.

Lezel a raïnt er barres goude ar mission,  
 Lezel a rint ur zourcen a gonsolation,  
 Ober a rint da Grozon ur present precius,  
 Ar c'haëra so er bed-mâ, ar groas eus a Jesus.  
 O ma Salver biniguet, Doue carantezus,  
 Anaout a reomp bremâ ho calon truezus:  
 Graçou deoc'h, ô ma Jesus, a rentomp a galon,  
 Mont a reomp da brofita eveus ar mission.

**CANTIC***Evit Communion ar Vugale.**Jesus.*

Me am eus hirio preparet  
 Ur banquet sacr ha biniguet;  
 Hirio me roï d'am bugale  
 Ma c'horf, ma goad ha ma ene.

*Ar Vugale.*

C'hui so meurbet, ô ma Jesus,  
 En hon andret carantezus,  
 Preparet hoc'h eus ur banquet,  
 Ar preciussa so er bed.

*Jesus.*

M'emeus evidoc'h, bugale,  
 Instituet dre garante,

Ar sacramant eus an Auter,  
 D'en em rei deoc'h e pep amser.

*Ar Vugale.*

E guirione, ô ma Jesus,  
 C'hui so un tad carantezus,  
 Pa n'em roet deomp dre vadelez,  
 Da veza hon magadurez.

*Jesus.*

Ne voa quet crouet ar bed-mâ,  
 Ma c'hortoen an devez-mâ;  
 Disquennet ez on eus an Eê,  
 Evit antren en hoc'h ene.

*Ar Vugale.*

Piou a ouffe hep e garet,  
 Clevet Jesus o lavaret,  
 En deus quitteet ar barados,  
 Da zont d'hor c'halon da repos.

*Jesus.*

E voan abaoue pell amser  
 Ouz ho c'hortos var an Auter,  
 Mæs hirio ez on consolet,  
 Pa velàn e teuet d'am c'haouet.

*Ar Vugale.*

Allas siouas, ne gredemp quet  
 Tostaat ouzoc'h, Salver ar bed,  
 N'ez omp nemet imperfection,  
 N'ez omp nemet corruption!

*Jesus.*

Mar hoc'h eus ur pec'het marvel,

*Canticou spirituel.*

Pelleet dious ma banquet santed,  
It da receo an absolven,  
Chetu amâ ho peleyen.

*Ar Vugale.*

Ni hon eus d'hon c'honfessoret,  
Hon oll fec'hejou discleriet,  
Hac anezo bet pinigen,  
Indulgeanc', pardon, absolven.

*Jesus.*

Deut pront ela, deut bugale,  
Tosteet ouzin gant carante,  
Deut da rei din possession  
Eus hoc'h ene hac ho calon.

*Ar Vugale.*

O Jesus, ne veritomp quet  
Beza ganeoc'h quement caret,  
Penaus allit-hu hon guervel  
Da vonet d'ho banquet santed?

*Jesus.*

C'hui, bugale, c'hui a glascàn;  
Rac a greis calon ho caran,  
C'hui n'hoc'h eus morse recevet  
Ar pez am eus deoc'h preparet.

*Ar Vugale.*

An enor-ze, ô va Jesus,  
A so re vrás, re precius:  
Mæs pa fell deoc'h, salver ar bed,  
Ni ho recevo gant respect.

*Canticou spirituel.**Jesus.*

Bugale, quent communia,  
Goulennet pardon da guenta  
Ouz ar re hoc'h eus offancet,  
Var ho taoulin, na zaleet quet.

*Ar Vugale.*

Ouzoc'h, Salver, e parlantomp,  
Pardon, pardon, a c'houlenomp  
Pardon eus hon oll pec'hejou,  
N'ez omp nemet bugaligou.

*Jesus.*

Ya, truez ameus ouzoc'h,  
Na reüsín quet ac'hanoc'h,  
Grêt eta a greiz ho calon,  
Grêt un act a gontrition.

*Ar Vugale.*

A greiz hor c'halon ni hon deus:  
Ur guir glac'har hac ur guir gueus,  
Da veza siouas offaset  
Un Doue quer mad en hon andret.

*Jesus.*

A greiz ma c'halon me ho car,  
Pa hoc'h eus quement a c'hlac'har,  
Me bardon deoc'h, bugaligou,  
Me bardon deoc'h ho pec'hejou.

*Ar Vugale.*

Ni a c'houll ive a galon  
Ouz tad ha mam ur guir bardon;  
Ni bardon da guement hini  
A so bet caus deomp da bec'hi.

*Canticou spirituel.**Jesus.*

Chilaouet, tadou ha mamou,  
Chilaouet ho pugaligou,  
Prosternet amâ dirazoc'h,  
O c'houlen pardon diganeoc'h.

*Ar Vugale.*

Pardon va mam, pardon va zad,  
Ni a so bugale ingrat,  
Ni so bet siouas dinatur,  
Da veza grêt deoc'h displijadur.

*Jesus.*

Ho pugale so glac'haret,  
D'ho peza quement chagrinet,  
Grêt ur zell a druez outo,  
Hac accordet pardon dezo.

*Ar Vugale.*

Ni ho suppli, va mam, va zad,  
Accordet deomp ho graçou mad,  
Ni ho caro, ni en promet,  
Muyoc'h en amser da zonet.

*Jesus.*

Pardonet, tadou ha mamou,  
Pardonnet d'ho pugaligou,  
Me o deus myua offacet,  
Hac emeus dezo pardonnnet.

*Ar Vugale.*

Tadou, mamou, pardonnnet deomp,  
Jesus er goulen evidomp;  
Quent ma zimp d'ar communion,

*Canticou spirituel*

Roet deomp ho penédiction.  
*Jesus.*

Clevet a rêt, c'hui mam ha tad,  
Ha c'hui alfe revus ho goad,  
Souhaitet oll d'ho pugale,  
Bonheur, chanç ha prosperite.

*Ar Vugale.*

Ni so bremâ contant meurbet,  
Pa zomp gant an oll pardonnnet.  
Mæs goulenomp bremâ ive  
Pardon an eil ouz eguale.

*Jesus.*

Nep so deut d'en em offanci,  
A so rêt dezo pardonnri,  
Hac ober satisfaction,  
An eil d'eguile a galon.

*Ar Vugale.*

Ya, mar hon deus offancet  
An eil eguale gueich ebet,  
A vir galon e pardonnomp,  
An eil d'eguale ac'hanomp.

*Jesus.*

Bremâ eta, va bugale,  
E veritet ma c'harante,  
Chetu preparet ho calon  
Da receo ar communion.

*Ar Vugale.*

Va Jesus, ne veritomp quet,  
An enor d'ho tiguemeret,

Mæs dre ur goms, ô va Doue,  
C'hui burifio hon ene.

*Jesus.*

Obeisset din, hastet timat,  
Deut d'am c'haouet pa zon ho tad,  
Ma quemerin possession,  
Eus hoc'h ene hac ho calon.

*Ar Vugale.*

Mont a reomp eta, va Salver,  
Pa ordrenet deomp e ober,  
Mont a reomp d'ar gommunion,  
Ha d'ho receo en hor c'halon.

*Jesus.*

Souden e viot sanctifiet,  
Hac a bep seurt graçou carguet,  
Souden c'hui vezoo mignonet,  
D'an tri ferson eus an Dreindet.

*Ar Vugale.*

O va Jesus, dre ho comsou,  
Ravisset eo hor c'halonou,  
Penaus allout trugarecât,  
Un tad quen douç, un tad quen mad.

Guerc'hes Vari, mam druezus,  
Offrit hor c'halon da Jesus,  
Mont a reomp da gommunia,  
Pliget ganeoc'h hon assista.

Ælet an Eê deut d'an douar,  
Da renta meuleudi ha gloar,  
Da Jesus hon tad, hor Salver,

En ilis-mâ var an Auter.

C'hui, Sant Per, dre ho madeles,  
Pa zoc'h patron eus hor parres,  
Goulennet ar c'hras precius,  
Ma vezimp fidel da Jesus.

Sänt a Santeset eus an Eê,  
Pa zoc'h mignonet da Zoue,  
Hirio assistet ac'hanomp,  
Ha pedet Doue evidomp.

Ni vo modest a douç meurbet,  
Evit an oll n'in do respet,  
Biquen na vezimp divergont,  
En andret cossoc'h evidomp.

C'hui, gristenien, dre charite,  
Evidomp oll pedet Doue,  
Ha goude pa viot maro,  
Evidoc'h sur ni a bedo.



**BUEZ**  
**EMEUS CALS SAENT**  
**EUS A VREIZ.**

An navet varnuguent eus a vis fevrer, d'ar  
 bloaveziou bisextil.

*Ar Gouel miraculus eus an tri banne Goad.*

**R**ESPETOMP, christenien, respetomp  
 muioc'h eguet biscoas an hano santel a  
 Zoue. Na zigoromp jamæs hon guinou  
 nemet evit èn meuli. El lezen ancien, ar  
 Jusevien ne gredent Morse prononç an  
 hano a Zoue. Ar Veleyen n'en bronon-  
 sent ive Morse nemet ur veich er bloaz,  
 ha c'hoaz evit e brononç, e choazent ar  
 santela plaç o devise. Deomp-ni ez eo  
 permetet prononç aliessoc'h an hano san-  
 tel-ze, mæs diouallomp d'en em servicha  
 eus ar bermision-ze, evit en brofani;  
 diouallomp da brononç an hano-ze bep  
 coms hac hep respet. Ho pêt sonch pe-  
 naus ez eo an hano a Zoue a ra crena  
 an eon, an douar hac an ifern.

Hemâ eo ar brassâ miracl a so arruet  
 e escopti Querne, pehini a dleffe teureul  
 ar spont e calon ar jurerien, ar sacrerien  
 hac an touerien Doue; ar miracl-mâ a  
 so arruet ebars ilis Sant Corantin.

Ur Bourc'his eus ar guær a Guemper,  
 pehini a voa un den pinvidic hac un den  
 honest, a bromettas mont da Rom evit  
 bisita an douar santel. Goude beza laqueet  
 urz vad en e dieguez hac en e afferou,  
 en em breparas da vont en hent. Mæs  
 abarz partial e pedas ur mignon dezân  
 da gaout sourci eus e c'hreg hac eus e  
 vugale, hac evel ma en devoa cals fizianç  
 er mignon-ze, er pedas d'en em garga  
 eus a ur som arc'hant. Er pedi a reas er  
 memes amser da ziouall an arc'hant-ze  
 quen na vise distro eus e veach Rom.  
 Rei a reas eta dezân e arc'hant hep test  
 hac hep anaondeguez ebet. Ar Bourc'his-  
 mâ a voe pell amser er mæs eus ar guær.  
 Goude beza accomplisset et bromessa, e  
 retournas da Guemper. Goulen a reas  
 digant e vignon an arc'hant en devoa roet  
 dezân da zioual. Mæs an den maleürus-  
 mâ a nac'has tout, ha touet a reas pe-  
 naus n'en devoa biscoas recevet netra  
 digant an den-ze. Var an dra-ze, ar  
 Bourc'his-mâ a laqueas an affer etre

daouarn ar justiç; mæs evel n'en devca test ebet, e c'houennas e vige lequeet an den-ze d'ar sermant. Mont a refont o daou da Ilis sant Corantin, hac an den maleürus-mâ a juras hac a douas penaus n'en devoa biscoas recevet netra digant eguale. Er moment treid hon Salver, pere a voe staguet gant un taich hepquen eus ar grucifi, a zeuas d'en em separi an eil diouz eguale, hac er mee mes instant ive e voe guelet tri bann goad o coueza eus ar grucifi var an Auter.

Me ho les da gompren peguement en em gavas an daou zen-mâ estonet, o velet ar miracl-ze arruet dirac o daoulagat. An arc'hant a yo a bet laqueet en ur ganen gorz pehini a grevas er memes instant hac an arc'hant a gouezas var pave an Ilis. Ar miracl-mâ so certenamant ur miracl bras, mæs Doue en deus grêt er memes amser ur miracl e faveur an den impi-ze, pa eo guir ne fallas quet dezâ èn bunissa var ar plaç. Hemâ a so ive ur miracl eus a garante Doue.

An oll a voe estonet o clevet parlant eus ar miracl-ze. An tri banne goad pere a gouezas eus ar grucifi, a so c'hoas hirio ebars Ilis Sant Coranti e Quimper, ha bep bloas, eiz devez arauc merc her al

ludu, e celebrer an goel miraculus eus an tri banne goad pere a gonservar gant cals a respet, ha pere so laquet er plaç an honorapla eus an Ilis. Ar grucifi pehini a reas ar miracl ze, a so bet douguet eus a c'houlet an Ilis da c'horre ar c'hœur e pelec'h er gueler c'hoas hirio.

## REFLEXION.

Houmâ eo ar guella quentel a ouffemp rei d'ar jurerien ha d'an touerien Doue. Mar d'hor maleurusamant boaset da sacreal ha da douet Doue, quittaît an accustumanc-ze ar c'henta guella. Guelet a rit dre an exempl-mâ peguement ar pec'het-ze a zisplich da Zoue. Ne leverit quet ez oc'h boazet da juri, da sacreal ha da douet hep maliç, jamæs dre golier, mæs seulamaut hep sonch ha dre accustumanc. Ar ræson-ze, christenien, a so ur ræson paour pehini ne vezoz quet certenamant chelaouet gant Doue. An dra-ze a sinifi, e ber gomsou, penaus ez oc'h boazet da brofani an hanou a Zoue dre accustumanc, penaus ez oc'h boazet da vlasphemi dre accustumanc, penaus ez oc'h boazet da outragi ha da offancij Doue dre accustumanc. Ne leverit eta jamæs penaus ez oc'h boazet da

sacreal dre accustumāç hac hep maliç. Ne viot quet evit quemense excusabl dirac Doue ; hac ouspen rei a rit goal exempl d'ar vugaligou pere a so ouz ho che-laou , disqui a reont gueneoc'h juri , sacreal ha touet Doue ; respont a reot a guemense e barn an Autrou-Doue.

Ho pêt sonch mad eus a guement-mâ , christenien. An hini en devezo ar maleur da juri un dra faus , birvi-quen boneur n'en devezo er bed-mâ ; guelet a rer an dra-ze dre experianç. Ar re a gommet ur parjur a zeu da vlasphemi an hano santel a Zoue ; gaou a reont ous o nessa , ha muioc'h c'hoaz outo o-unan.

Evelse eta , mar desiret ober ho sil-vidiguez ha plijout da Zoue , en em zivoazit dious pep seurt juramanchou memes ar re zistera. Ar pec'het-ze , var behini ne rit quet a reflexion , ha pehini a baris deoc'h bremâ beza quen dister , da heur ar maro a zui d'ho troubli ha da deureul ar spont en ho calon. Evit en em zivoaza diouz ar jura-manchou , grit an dra-mâ , mar fell deoc'h en em gorrija hac en em savetei. Pa c'hoarvezo gueneoc'h beza juret pe sacreet hep sonch , leverit dious-tu *un*

*Act a gontrition pe un Act a garante , peautramant ur beden all ver pehini a blijo deoc'h ; mar grit an dra-ze a volonte vad , bezit sur penaus Doue ho sicouro.*

*Ar c'huec'hvet devez a vis Aoril.*

#### SANT PATERN , ESCOP.

SANT PATERN , escop ha patron eus a escopti Venet , a so guinidic eus a Vreiz. E guerent a so bet tud pinvidie ha vertuzus. Pa voe ganet Sant Patern , e dad hac e vam er c'honsacras da Zoue. Tad Sant Patern a guittaas e oll vadou hac e oll guerent dre gonsantamant e bried , evit en em rei da servich Doue. Ambarqui a reas evit en em renta e Hiberni e peleac'h en em reas religius , ha beva reas ar rest eus e amser en ur santelez vrás ; lesel a reas gant Jullit e bried ar sourci da elevi Patern o map. Hac evit guir ar vam garante-zus-se a elevas e c'hrouadur e doujanç Doue ; inspira reas dezàr abred ar biete hac an devotion. Ar vreg santel-mâ a basseas daou-uguent bloas er fæcon-ze goude beza bet separé dioc'h he fried ;

ober a ree cals aluzennou ha cals œuvrou a biete, ha maro eo evel ma varvo ar Sænt.

Doue en deus grêt miraclou e fa-veur Sant Patern en amser ma edo c'hoas bianic. Pa voe capabl da barlant, he vam er c'hassas d'ar scôl ha ne venajas netra evit avançamant e map. Sant Patern eus e goste a laqueê e boan ; profita reas er vertuz couls hac er squianchou. Un devez Sant Patern a c'houlennas digant e vam e peleac'h edo e dad, goulent a reas pe veo pe varo e voe, rac morse n'en devoa èn guelet. E vam, an daëlou en e daoulagat, a respontas dezàn penaüs e dad gant ar c'hoant da servicha Doue en devoa quiteet e vro, treuziet ar mor hac en em rentet religius. Sant Patern a lavaras neuse : *E bien, va mam, emezd, pe seurt condition a ouffen-me quemer guell evit hini va zad; ya certenamant, religius e vezin ive pe me gollo poan.* E vam garantezus a voe ravisset gant quemense.

Ha neuse Sant Patern a gommanças caout caas evit traou ar bed. Un desir ardant en devoa da servicha Doue en ur gouent bennac, mont a reas da gâout an

Abbat eus a gouent, Sant Yeltas a Ruis digant pehini e recevas an habit religius.

Pa voe echu an amser eus e noviciat, an Abbat a roas dezàn ar garg da ober dispignou ar goent. En em acquitta reas eus ar garg-se gant contantamant an oll religius. Peguer bras bennac e vise e occupationou, morse gouscoude ne gollas ar speret a oraeson ; occupet e vise ato da vortifia ar squianchou naturel ha particulieramant e zaoulagat pere, hervez ar Prophet, a so an or dre behini e teu ar maro da antreal en ene. Adalec ma voe religius ne zellou morse ouz bizaich den ; castia ree e gorf dre binigennou rust ha dre a bep seurt austereou ; e vagadurez ordinal a yoa bara seac'h ha dour. Douguen a ree ar ciliç, da lavaret eo, ur rochet run ; cousquet a ree var ar pave pe var un neubeut fagot ; castiet e voe d'ar poent ma ne voa e gorf nemet croc'hen hac esquern.

Sant Patern a voe obliget da guittaat e gouent evit monet da vro-zaus da brezec ar fei. An habitantet eus ar vro-se o devoa queument a fizianç ennâ, ma voe savet dezâ ur gouent gant cals renchou. Sant Patern, goude beza grêt mad e gommis-

sion ha laquêt urz vad er gouent-ze, a drugarequeas an Autrou hac a bartias evit monet d'an Hiberni eleac'h ma edo e dad.

Sant Patern a chommas un neubent amser e couent e dad; renta reas servich d'ar vro-se, rac unani a reas daou brinç eus ar c'harter pere a voe e brezel an eil gant eguile. Goude quemense e retournas d'e religiuset pere en dignumeras gant cals a joa; an nombr eus e religiuset a zeuas da veza quer bras, ma voe obliget da sevel diou gouent nevez e pere o distribuas.

En amser-ze, Sant David, religius er c'harter-ze, a c'hoantas mont da visita an douar santel. Receo a reas un avertissamant eus an Eê da guemer Sant Patern ha Sant Turian evit e accompagne en hent. An tri Sant-mâ, dre ur miracl, a entente hac a barlante memes a bep seurt langaich gant quement a facilite ha m'o divise parlantet brezoncec pehini a voa o langaich naturel.

Pa voent arruet e Jerusalem, an Escop eus ar guer-ze a recevas un avertissamant eus an Eê penaus e voa arruet tri Sant en e vro. Ordren a reas dezo donet de gaout ha diguemeret mad e voent

gantâ. Sacret e voent, beleyen ha recommandi a reas dezo prezec d'ar bobl. Sant Patern a recevas digant Escop Jerusalem ur vas escop grêt eus a garn ollivant hac un ornamant caër evit servicha d'an offeren. Goude quemense an tri Sant-mâ a retournas pep hini d'e gouent.

Gueroc diligentil bras ha seigneur eus a Venet, en ur ober ar brezel er vro e pehini edo couent Sant Patern, a rencontras ar Sant hac èn digassas gantâ da Venet evit en ober escop; ar bourc'hizien a Venet, an dud a Ilis hac an oll bobl a ieas var an hent evit e ziguemer, quer ravisset e voent da gaout ur prelat quer santel.

Gueroc en devoa grêt e creiz ar guer a Venet ur palès caër pehini a roas da Sant Patern, mæs Sant Patern a reas eus ar palès-ze un Ilis dediet d'an autrou Sant Per. Sant Patern a reas bep vad d'e bobl, gouscoude aveichou en divise da soufr, rac persecutet eo bet evel cals Sänt-all. Var fin e amser e reas un abandon eus e escopti; en em retira reas en ur gouent eus e urs e pehini e finissas e vuez. Renta reas e ene d'e Grouer er bloaves 590. An habitantet eus a Venet o deus oli regrettet ar prelat santel-mâ.

## REFLEXION.

I. Mam Sant Patern e deveus grêt cals dispignou evit rei education d'he map. Pebez consolation evit tadou ha mammou d'an heur eus ar maro, pa o deve grêt o fossUBL evit elevi mad o bugale! Ar pez so caus ma veler en amser-mâ bugale o vancout a respet d'o c'herent, eo abalamour n'o deus quet recevet a education. Bugale elevet mad a zeu ato da enori ha da respecti o zadou hac o mammou. Guir eo penaus ne all quet an oll rei education d'o bugale; mæs da viana pep-hini a ell rei exempl vad d'e vugale, desqui dezo o c'hreançou hac o lacat da dostât alies ouz ar sacramanchou. Tadou ha mammou, grit reflexion var guement-mâ; ho pugale n'o devezo quet obligation deoc'h da veza dastumet cals danve dezo, mæs obligation o devezo deoc'h da veza roet dezo un education vad ha christen.

II. Tad Sant Patern a zilezas e oll vadou evit lacat e silvidiguez en assuranç, ha Sant Patern e vap a zeuas d'en imita. Chetu a-ze da betra e servich an exempl vad. N'ho pêt affection ebet evit madou an douar, ha bezit ato prest d'ho c'huitaat mar d'eo necesser evit gloar Jesus-Christ, ho pêt sonch ur veich evit tout

*eus a vreiz.*

359

ne m'hoc'h er bed nèmet evit ober ho silvidiguez, hounnèz eo an affer a gонсанç; dabetra e servicho deoc'h-hu oc'h oll vadou mar collit hoc'h ene?

III. Sant Patern a unanas daou bring pere a ree brezel an eil d'eguile, mæs en amser-mâ e rer ar c'hontrol. Bremâ e quemerer plijadur o velet tud o tisput, ouz en em ganna hac oc'h offanci Doue; lacat a rer memes drouc etre an dud dre gomsou ha dre lavaradou; dioualit dioc'h quemense, christenien. Ha gouzout a fell deoc'h-hu petra rit en ur ober an draze, Exerci a rit micher an drouc-speret, ober a rit ar pez ne all quet an drouc-speret ober e-unan, tenna rit eneou eus a dre daouarn Jesus-Christ hac en em zaoni a rit hoc'h-unan.

---

*An trizecvet devez a mis Maë.*

---

## SANT BRIEC, ESCOP.

SANT Briec, gunidic a vro Zaus, a so bet ar c'henta Escop eus an escopti pehini a zoug hirio e hano. E dad hac e vam a roa tud nobl ha pinvidic mæs payanet. Pa edo e vam o touguen c'hoas Sant

Briec, e apparissas dezi un AEl epad an nos pehini a lavaras dezi peguement e vige caret he c'hrouadur gant Doue, ha penaus e voa destinet da brezec fei Jesus-Christ dre ar vro. An AEl a lavaras dezi er memes amser, quittaat he religion faus hac angagi he fried da ober que-ment-all.

An itron-mâ ne vancas quet da aver-tissa he fried eus ar revelation-ze, mæs an den-mâ a guemeras comsou e bried evit reverez, rac ne falle quet dezàn quittaat e religion; mæs da benn teir nosves an AEl a apparissas dezàn ive pehini en gourdrouzas ha pehini a la-varas dezàn quement en devoa lavaret d'e bried. Neuse tad Sant Briec a la-varas d'e vignonet an apparition en de-voa bet; terri ha fracassi a reas an ima-chou eus e zoueou faus; distribui a reas d'ar beaurien an anter eus e vadou, mæs ne fallas quet dezàn en em renta christen.

Da ben nao mis an itron-ze e zeuas da c'henel he c'hrouadur, galvet e voa Briec, hervez ma en devoa ordrenet an AEl aberz Doue. Sul ma cresque en oad e cresque ive er vertu. An oll a ad-mire ar fæçon gant pehini en em gom-

porte Brice en un oad quen tener. Morse ne vige guelet en ebachou, er c'hoariou-nac en divertissamanhou pere so ordi-nal d'ar bugale eus e oad. E vam pehini a vele dispositionou quen caér en he c'hrouadur, a fallas dezi er c'has da Sant Germen neuse Escop e Paris. Mæs an tad ne falle quet dezàn que-mense gant aon ne vige bet e vap belec pe religius. Gouscoude, gant aon da veza punisset gant Doue, e permettas an dra-ze; partial a reas Briec evit monet da Paris. Sant Germen en devoa bet ur revelation penaus e tlie Sant Briec dont d'e velet. Sant Germen pa san-tas e voe arruet ar c'hrouadur santel, en diguumeras mad; guelet a reas var penn Sant Briec ur pijon guen, que-mense a reas dezàn credi e voe caret ar c'hrouadur-ze gant Doue.

Sant Germen en lequeas da ober e studi. An oll a voue estonet o velet e speret lem, hac ar profit a ree er squianchou. Desqui a reas salmou David evit gallout cana an offiç assambles gant ar re-all. Un devez Sant Briec, pehini n'en devoa c'hoas ne-met dec bloas, a yeas d'ar feunteun da guer-c'het dour gant e bicher, ur paour en em bresantas dezàn, ha dre'n abec n'en

devoa netra da rei d'ar paour-mâ, a roas dezàn e bicher. Quemense a voe rapportet da Sant Germen. Sant Briec, gant aon ne vise fachet Sant Germen ou-tâ, eu em laqueas da bedi Doue a greiz e galon. E beden a voe quer fervant ma voe chilaouet gant Doue. Sant Briec a gavas en e gambr ur picher caeroc'h cals evit an hini en devoa roet d'ar paour. Pa voe Sant Germen informet eus ar miracl-ze, en devoa mui a istim eus a Sant Briec.

Cals miraclou-all en deus grêt c'hoas an Autrou-Doue dre e servicher Sant Briec. Ur c'hrouadur yaouanc possedet gant an drouc-speret a voe bet delivret dre bedennou Sant Briec. N'en devo c'hoas nemet daouzec vloas pa gommanças castia e gorf dre bep seurt pinigennou rust. Chetu amâ pehini oa ar goms a lavare da bep prepos : *N'en em sourciet que eus an devez varc'hoas.*

Pa en devoa pevar bloas varnuguent echu, Sant Germen er greas belec. Er momet ma edo Sant Germen ouz en sacri, e voe guelet var benn Sant Briec tamouet tan ; quemense a estonas an oll assistantet pere a lavaras e vise bet ur servicher mad da Zoue. Goude beza canet e of-

feren guenta, e c'hoas guelet e guerent, ha Sant Germen a accordas dezàn ar bermision-ze ; mæs ar goall amser pehini a badas tauc seiz devez en ampechas da ober e veaich quer buan ha ma vige fallet dezàn. Sant Briec en em lequeas da bedi, ha dont a reas calm hac avel vad. Pa voe ar batimant e creiz ar mor, ar re a voe ennâ a songe dezo beza collet. Pesquet bras bac estranch en em laqueas da heurti ha da ruilla ar batimant, ha confontet e vige bet, p'en effet pedennou Sant Briec.

Pa erruas e ty e dad e voe affliget o velet e oll guerent o servicha an doueou faus. Prezec a reas dezo an Aviel ; ober a reas quement a viraclou en o fresanç, ma voent erfin convertisset ; desqui a reas dezo ar C'hatechis, hac erfin o badeas abarz o c'huitaat.

Ne ouffe den nombri ar miraclou a reas Sant Briec e bro Zaus. Ouspen ma servichas da dud e vro en un amser e pehini edont affliget gant ar famin, a reas c'hoaz cals miraclou evit o soulagi ; parea tud affliget, tud estropiet, tud possedet ha tud arraget. Quittaat a reas bro Zaus, ha dont a reas da Lann-Treguer ; enno e voe recevet mad ha sevel a eure

ur gouent evitâ hac evit ar re a voe en e gompaignunez. Sant Briec a voe c'hoaz obliget da vont da vro Zaus, pehini a voa en amser-ze affliget gant ar vocen. Pa retournas d'e gouent, e fallas dezâ battissa ur gouent all dre'n abec ma voe re a religiuset. Dont a reas da ur porzic mor equichen ur guær pehini a so hanvet hirio quær Sant Briec. Da guenta ne voe quet recevet mad gant ar C'hont Rigual, Seigneur eus ar vro-ze. Mæs Doue a bunissas ar C'hont, ha goude beza recevet ar yec'het dre bedennou Sant Briec, e roas permission dezân da sevel un orator, ha goudeze e accordas dezân mèmes e dy propr evit 'ober ur gouent.

Sant Briec a gconvertissas cals tud er c'harter-ze ; convertissa reas ive an habitantet eus a ur guær hanvet hirio quær Sant Briec. Ar bopl eus ar vro-ze er choazas evit o Escop. Imposubl eo nombr'i ar gconversionou en deus grêt Sant Briec ; impossubl eo nombr'i e viraclou ; impossubl eo meuli avoalc'h e santeles. Goude beza laqueet an urz vad en e Escopi, ha convertisset an oll bobl, e varvas evel ma varv ar Sänt, e zaoulagat hac e zaouarn savet varzu an Eê ; mervel a eure er bloas 614, goude do-

*eus a vreiz.*

365

nediguez hor Salver', oaget a zec vloa-a pevar uguent, en ur brononç an hano a Jesus.

#### REFLEXION.

I. Sant Briec a voa destinet gant Doue da renta servich d'an Ilis ; senti en deus grêt ouz bolonte Doue, ha fidel eo bet d'e vocation. Eürus eo piou bennâc a zeu da guemer ar stad da behini eo galvet gant Doue ; mæs maleürus eo ive ar re ne fell quet dezo senti ouz bolonte Doue. Pa viot o choas ur stad a vuez, consultet bolonte Doue evel Sant Briec. Ar penn-caus eus an oll disurzou pere a veler var an douar, eo abalamour ma quemerer ur stad hep consulti Doue, hac eus hor penn hon-unan. Quasi impossubl eo da un den en em savetei en ur stad da behini n'ez eo quet destinet gant ar brovidanç. Evelse eta, pa vezo deut an amser da choas ur gondition, consultet bolonte Doue, communiet alies, ha bezit fur en ho yaouanctis. Ha c'hui tadou ha mamou lesit o bugale en o liberte ; certenamant coupabl eo ar re a zeu da forci o bugale da antreal en ur stad ; ur pec'het marvel a reont ha caus ez int ma teu o bugale d'en em zaoni er stad-ze.

II. Sant Briec pa en divige ezom eus un dra bennâc, en em laquee ato da bedi ; grit ar memes tra, en hoc'h oll ezomou, en hoc'h oll necessiteou, en dangerou, en tentationou; en afflictionou bezit recours d'ar beden, hac e viot soulaget abred pe a ziveat.

III. Sant Briec ive n'en devoa quet a aon da repren e dad hac e vam pere a ioa payanet. Mæs c'hui er c'hontroll ne gredet Morse repren ar re a gundu goall vuez; aon hoc'h eus da repren an teaudou fall hac ar re a so sujet da lavaret comsou vil ha libertin; mæs mar hoc'h eus carante evit Jesus-Christ, que-lennit ar seurt tud-ze, ha Doue a vez ho recompanç.

---

*Ar pevare devez a Vezeven.*

---

SANTES NENNOC, ABADES.

SANTES NENNOC a so bet savet eus a dud puissant. He dad hac e vam pere o devoa bet pevarzec crouadur, en em velas hep nicun var fin o buez, rac quitaat a rezont oll ar bed: ar merc'het en em rentas leanet, lod eus ar botret en em rentas religiuset, ha lod-all a ieas da brezec

*eus a vreiz.*

367

ar fei d'an infidelet o betec erfin eus a peyarzec crouadur, ne chomme hini ebet gant o zad hac o mam. An daou bried-ma contant eus a volonte Doue, a zeziras caout c'hoas ur c'hrouadur pehini en divige o souten en o c'hosni; goulen a rezont ur c'hrouadur c'hoaz digant Doue dre o fedennou ha dre pinigennou rust, ha memes dre bedennou public pere a rezont lavaret en intantion-ze. Erfin Doue a reas dezo ur grouadures pehini dre un inspiration divin a voe hanvet Nennoc.

Santes Nennoc a voe casset da dy lod eus e c'herent gant père e chommas betec an oad a bemzec vloas. Sul ma cresque en oad, e cresque ive e vertuziou; beza e devoa ur c'haracter douç, humbl, modest hac obeissant. Carout a re al lecturiou spirituel hac an oræson; passeal a re cals amser en Ilizou hac er c'houenchou; chilou a re an offeren hac an oll instructionou gant cals a zevotion, na Morse ne vige guelet o heana; bepret e vige occupet gant ul labour honest bennâc.

An oll a anaye ar plac'h vertuzus-ma rac ma devoa a bep seurt qualiteou mad. Ur Roue a Ecos e gouennas evit bried digant he zad; mæs he zad ne fallas dezân ober netra hep consantamant e verch.

Mæs caér en devoa ober evit e lacat da gonsanti d'an dra-ze, Santes Nennoc a voe bepret ferm ha constant, na morse ne fallas dezi consanti; lavaret a reas d'he zad, gant cals a respect : « ma zad, » emezi, credi avoalc'h a ràn penaus ar » fortun a broposet din e ve avantajus » hac henorabl din ha da va famill, mæs » birviquen ne vezin controll d'ar bro- » messa pehini am eus grêt da J.-C. » Choaset em eus J.-C. evit va fried, » hac en breferi a ràn d'an oll dud eus » ar bed. Respect am eus evidoc'h, va » zad, mæs mui am eus evit Jesus-Christ. » Vœu am eus grêt da veza fidel dezâ, » hac evelse ez eo inutil deoc'h par- » lant. » Tad Santes Nennoc a chommas souezet dre ur respont quer fur. Gouscoude e cassas ive e bried d'e c'haout. Ar vam-mâ a reas var he merc'h ar pez a alle ober evit e lacat da gonsanti d'ar fortun-ze; mæs caér e devoa ober, Nennoc a chomas bepret constant ha fidel d'ar bromessa e devoa roet da Jesus-Christ.

Santes Nennoc, en ur chilou sermoniou Sant Germen, Escop a Auxer, en em resolvás da guittaat he bro ha d'en em renta leanes. Mæs aon e devoa ne devige quet bet ar bermision digant he

dad hac he mam. Mæs Doue a sicouras e servicheres hac a roas dezi an occasion da c'houlen ar bermision-ze. Tad Santes Nennoc a roas un devez ur repas caér d'an Esquibien, d'ar Brincet ha d'an dud vras eus e rouantelez; Sant Germen en em gavas ive er repas-ze. Santes Nennoc a brofitas eus an occasion-ze pehini a re Doue dezi; pa voe antreet er gompaignenez, en em daulas d'an daoulin equichen he zad, en ur c'houlen ur c'hraç digantâ, he zud a brometas dezi quement e devige goulennet. Neonoc a lavaras neuse : « Ma zad, emezi, pell amser so » m'am eus discleriet deoc'h penaus e » tesiren en em gonsaci da servich » Doue; rac-se e c'houlennâñ diganeoc'h » ar bermision da vont da vreiz evit » passeal ar rest eus va bue e servich » Doue, evit pedi Doue evidoc'h hac evit » ho pobl. »

Quemense a chagrinas he dad, he vam hac he c'herent, hac oll e rezont o fosubl evit e lacat da chench resolution; me coll a rezont o foan. Erfin e voe roet dezi ar pez a c'houenne; he zad a reas equipa nr batimant evit e digaç da vreiz. Santes Nennoc a reas quement dre e exortationou santel, ma laqueas he faeron

hac e maëronez da guittaat ive ar bed, ha d'en em gonsaci e servich Doue. Dont a rezont ive da vreiz gant o fillores, ha cals tud-all quen merc'het, quen goazet. Abordi a rezont e coste Venet. Ar Prinç eus ar c'harter-ze a roas dezo ur plac caër, ha souden e voe savet diou gouent, unan evit ar goazet pere a voe deut er batinant, hac un all evit Santes Nennoc hac evit ar merc'het. Ar Seigneur eus a Venet a zeuas da velet Santes Nennoc, ha ravisset gant vertuziou ar Santes-mâ, a roas dez i douarou caër.

Eno Santes Nennoc, a gunduas ur vues santel ha mortifiet meurbet epad daou vloas ha tregont; ober a re cals miraclou pere a so quasi impossabl nombri. Erfin Doue e zennas eus ar bed-mâ evit e recompansi eus e oll labourou; renta a reas he ene d'he c'hrouer er bloavez 467, goude donediguez hor Salver.

## REFLEXION.

Santes Nennoc e devoa cals sourci da assista en offiçou hac er sermoniou, ha dre eno e teu da gondaoni an dud delicat eus an amser-mâ, pere, dre ziegui ha dre lachentez, ne fall dezo Morse assista en offiçou. Santes Nennoc a voe merc'h da ur Roue, ha gouscoude ne voa quet

quen dilicat ha certen tud so pere a sonch dezo e vent lazet ma ranquent assista en offiçou; ha pa vent bet en ur penn bennac eus an offiç, e sonch dezo beza grêt ur miracl; mæs lezont ar seurt tud-ze o repos, rac ar pez a ouffemp da lavaret, ne rai impression ebet varnezo; mæs goude ar vuez-mâ e coezo truez outo.

Certen tud so c'hoas pere sonch dezo beza sanctifiet ar sul en ur assista en un offeren simpl; ar rest eus an devez a ve passeet er c'hoariou, er bromenadennou hac en divertissamancho; lod all a zeu da labourat hep permission digant ar Pasteur. Ar seurt tud-mâ a so bugale fall eus an ilis, pere ne veritont quet beza galvet christenien.

Santes Nennoc a garre c'hoas al lecturion spirituel; mæs en amser-mâ e carer lenn leoriou fall, historiou fall ha conchennou milliguet pere a zeu da gorrompi calon an den. Al lectur spirituel a servich deomp evit ober hor silvidiguez; mæs al lectur eus al leoriou fall ne servich deomp nemet evit ober hor daonation. Pa lennomp ul leor mad, e parlant Doue ouzomp, mæs pa lennomp ul leor fall, e parlant an drouc-speret ouzomp. Piou a dle beza chelaouet da guenta, pe lucifer, pe Jesus-Christ?

*Ar seitecœt devez a vezeven.*

### SANT HERVE, ERMIT.

SANT HERVE, gunidic a Vreiz, a so bet un den a viracl epad e vuez. Dont a reas dall er bed; e dad oa hanvet Huvarnion hac e vam Rivannon, tud a zonjanç Doue hac a ur santelez dreist ar gommun; n'en devoa c'hoas nemet pemp bloas pa varvas e dad. E vam pehini a voe laquet goadr evitâ e devoa ur sourci vrás da zesqui deza e greançou ha d'e instrui eus ar religion; petra bennac ma yoa Sant Herve dall, en devoa gouscoude ur speret lem ha penetrant. N'en devoa c'hoas nemet seis bloas pa zescas dindan-evor salmou ar roue David. O gouzout a ree oll petra bennac ma zeus cant anter c'chant anezo; hac ouspen an dra-ze gouzout a ree c'hoas dindan-evor a hymmon pere a ganer ordinalamant en Ilis. Ato en devoa ezom eus a ur re d'e gundai dre an dorn dre'n abec ma voa dall, hac ato ur vaz en dorn all.

Quenta miracl en deus grêt Sant Herve a so bet e faveur un den pehipi oa ouz e gundai. An den-mâ presset gant ar

*eus a vreiz.*

373

sec'het ne gave feunteun ebet, Sant Herve a dennas dour eus an douar er plaç ma voe poset e vas gantâ; hac ar feunteunze a so hirio ur feunteun caér,

Sul ma cresque Sant Herve en oad, encresque ive e vertuziou hac e santelez; bale a rea ato var e dreid noas; alies ar vugale eus e oad a ree goab anezan abalamour ma voe dall; mæs ar c'hrouadur santel-mâ n'en em dransporte jâmaes outo, ha souffr a reas quemense gant ur speret tranquil; mæs Doue en deus alies quemeret e gaus ha punisset ar re a falle dezo ober injur dezân.

Sant Herve a c'hoantas beza den a ilis, mont a reas d'ar scôl gant ur yontr dezân, religius, gant pehini a chomas e tauz seis bloas. Epad an amser-ze e tescas a zidan-evor can an ilis hac ar pez a voa necesser da zisqui en hevelep façon ma ne voa quet ncapabl ar scolerien all d'e heulia. Goude quemense ez eas da velet ur yontrœen deyoa c'hoas a goste e vam pehini oa un den santel hac un den savant meurbet.

Pa voe rentet e couent e yontr e c'houlenmas peleac'h edo e vam. E youtr a lavaras dezân penaus e vam e devoa renoncer d'ar bed hac en em dennet e

creiz ur c'hood evit ober penigen. Lavaret a reas c'hoas dezàn penaus e vam a voe clàñ ha prest da vernel, mæs penaus gouscoude en divize ar gonsolation da glevet e mouez pa ne alle quet e guelet. Sant Herve en effet en devoa ar gonsolationze, hac un devez bennac goudeze e vam santel a rentas e ene pur da Zone.

Sant Herve a chommas goude-ze en ermitaich e vam; ha tremen a reas an nos hac an deiz o pedi Doue hac oc'h ober scôl d'ar vugaligou. Mæs evel ne alle quet pedi quement ha ma falle dezàn, ha ma vise ato troublet gant an dud, e quittaas e ermitaich; mont a eure da ermitaich e yontr pehini a voe maro ur bloaveziou bennac a ziarauc. Goudeze e c'hoantas mont da gaout Sant Paul, escop e Leon. Receo a reas digant ar prelat santel-mâ an urzou minor, mæs dre humilite ne fallas dezàn morse quermer an urzou sacr.

Sant Herve a choazas goudese ur plac e pehini e vise maro tranquil. Doue dre ur miracl a zisqueas dezàn ur plac evit sevel un ermitaich evita hac evit ar re a voa en e gompagninez. Ar plac-ze a edo ur parc leun a id, mæs Doue dre ur miracl c'hoas brassoc'h a zizomajas perc'hen ar parc-ze.

Sant Herve en deys grêt cals miracloù epad e vuez. Alies en deus delivret tud possedet; alies en deus savet sourcennou var ar meneou; Doue en deus punisset ar re o divige c'hoant da ober goab eus ar Sant-mâ. Ar ræson evit pehini e represanter en ilisou Sant Herve gant ur blei, eo abalamour ma en deus servichel ur blei dezâ, dre bermission Doue, evit ober a bep seurt labour.

Efin Sant Herve, pa santas e voe var fin e vuez, a zisclerias an devez eus e varo da unan bennac eus e vignonet. Goude beza recevet e oll sacramanchou ez eas da receo ur gurunen en Eê. Hirio e veler c'hoas e ve ebarz Ilis Landouarne e pehini e arru cals miracloù. E gorf a so bet pell amser ebars castel Brest gant aon rac an inimiet, hac er bloavez 1002 eo bet transportet d'an Naonet eleac'h ma ez eo c'hoas hirio cals respetet.

#### REFLEXION.

I. Sant Herve n'en em fache morse pa vise goapeet gant ur re, mæs lavaret a reas gant douster, va breudeur, perac e reprochit-hu dime va dallente, ha ne all quet Doue ho renta dall eveldon-me; ha ne ouzoc'h-hu quet penaus Doue hor

groa hervez ma plîch gantâ; ha ne ouzoc'h-hu quet e rencomp e drugarecat eus a bep tra? Mæs c'hui penaus en em gomportit-hu pa veac'h injuriet? En em dransporti a rit ha clasq' memes ar voyen d'en em vengi. Cleout a rer alies tud o lavaret, nan, ne fall quet din souffr an dra-ze digant an den-ze, ne dleân quet supporti an dra-ze; rac ober a ra gaou ouzon, ha lavaret a ra ac'hanon ar pez n'am eus biscoas songet; souffr a rafen an dra-ze abers un all, mæs non pas abers hennez. Ar c'hompzou-ze a so comsou imprudent pere a zisquez penaus n'ema quet ar vertu ha patientet en hini o lavar.

II. Sant Herve n'en devoa c'haos nemet sez bloas pa vouie e oll greançou ha salmou David a zidan-evor. An obligation-ze en devoa d'e vam; ha respes en deus bet eviti epad e oll vuez; ha Done en deus-hire companset goude e buez. Chetu a-ze pe seurt consolation en deus tadou ha mammou pere o deus bet sourci da instrui mad o bugale, mervel a reont contant ha lesel bugale vad var o lerc'h. Er c'hontroll ar re a zeu da neglijia o bugale n'o deus bonheur ebet er bed-mà, o bugale n'o deus respes ebet evito;

aon o deus rac ar maro ha lesel a reont christenien fall var o lerc'h.

III. Sant Herve ne alle quet supporti ar jurerien, ha ræson en devoa. C'hui tadou ha mammou a famill, c'hui blasphemourien, diouallit da reï goall exempl d'ho pugale. Guelet a reomp penaus un tad jurer en deveus peurvia bugale jurerien, perac, abalamour, ma clevont o zad o juri. Corriget eta ar yugaligou eus an defaut-ze, mæs en em gorriget hoc'h-unan da guenta.

---

### *An unan-varnuguen a vezegen.*

---

### SANT MEEN, ABAT.

SANT MEEN, guinidic a Vro-Zaus, a recevas en yaouanctis un education caëf ha christen. Ne voa c'hoas nemet c'hrouadur pa lavare e bedennou gant ur blijadur vras, ha pa gommanças cresqui en oad en em roas oll d'ar pratic eus ar vertu. Surpassi a reas dre e squiant lem ha penetrant an oll vugale eus e oad, ha gouscoude en devoa quement a humilité ma en em istime falloc'h ha disteroc'h evito.

Goude beza achuet e studi e quittaas

e dad hac e vam evit monet da gaouët Sant Samsom pehini a yoa yontr dezàn. Ar prelat-mâ en recevas a galon vad. Sant Samson, arc'hescop, a yoa ive abat ens ur gonent religiuset. Sant Meen a chommas pell amser er gouent-ze hep receo an habit religius. Erfin pa voe anaveet e vertu, e batiantet, e berseveranç hac e zevotion, e professas etre daouarn e yontr, ha goudese e voa grêt belec. Sant Samson en em santas inspiret da zont da vreiz, ha digas e reas gantâ un nombr suffisant a religiuset pere a songe dezàn beza capabl da gconvertissa eneou da Zoue. Sant Meen ha Sant Magloar a voe ive choazet evit an affer a gonsequanç-ze. Al læstr e pehini edo an dud santel-mâ; a abordas e quichen Montroules. Digue-meret mad e voent gant an habitantet eus ar c'halter-ze. A bep coste e teue tud d'o c'haouet; prezec a rent, ober catechis hac instrui ar bobl e pep fæçon, ha Sant Samson a voe choaset evit beza arc'hescop e Dol. Sant Meen a voe ive choaset evit beza abat etoues un nombrat religiuset pere a voa destinet da brezec ar fei dre ar vro. Epad an amser-ze Sant Meen a reas cals conversionou. Gconvertissa reas un autrou pinvidic pehini a

roas d'ar Sant cals douarou hac ur plaç da vatissa ur gouenf e condition en di-vige en recevet etoues e religiuset. En amser ma edo oc'h ober ar gouent ne-vez, an artisanet a souffre un incommodoite vrás, faut ne gavent dour en o c'hi-chen. Mæs an Autrou-Doue a reas ur miracl en occasion-ze e faveur e servieher. Sant Meen a dennas dour eus an douar pehini so hirio ur feunteun gaer e qui-chen pehini e c'hoare cals miraclou. An dour eus ar feunteun-ze a so propr ouz certen clènvet dangerus hanvet *Drouc Sant Meen*. Ar Sant-mâ a recevas en e gouent nevez cals tud pere a zeue d'en em lacat dindan e zirection, evit quemer an habit religius. Ober a reas cals conversionou, ha pa en divige un dra a gonsequanç da ober en divige ato recours d'ar beden.

Goude be zalaquet urz vad en e gouent, goude beza etablisset ur reglen vad e-touez e religiuset, e quemeras ar resolu-tion da vont da Rom evit bisita ar beyou eus an Ebestel Sant Per ha Sant Paul, hac ar plaçou all santel pere so var dro Rom. Ne cessas quet da ober miraclou en ur vont gant an hent. Meur a garter a zilivras eus a lonet fall pere a zistruge madoù an douar hac a ree cals domaich

dre ar vro. Dilivra reas ar guer a Anger eus un dragon bras hae estrainch pehini a laquee ar spont e calonou an dud. E quichen ar guer-ze e vatissas c'hoas ur gouent nevez e pehini e lezas lod eus e religiuset, ha gonde e pourchuas e hent d'ar guer a Rom. Mæs Doue a zisclerias dezàn e thie sonden mervel. E-unan e tisclerias ar revelation-ze d'ar religiuset pere a edo en e gompaigninez, hac ober a resont tout o fossUBL evit e lacat da retourn d'e gouent quenta evit ma varfe etoues e vreudeur hac e vignonet, Sant Meen a sentas outo a retourn a reas d'ar guer.

Un deveziou bennâc goude e couezas clân; ar Sant-mâ quer coz ha quen uset gant ar pinigennou, a santas e voe tost e heur diveza. Guervel a reas e oll religiuset evit eoms outo; o exhorti a reas d'ar berseveranç, d'ar fidelite eus o veuyon, ha d'ar pratic eus o reglen. Goude beza recevet e oll sacramanchou, e speret hac e galon bepret contant, hac e zaouarn varzu an eon, e rentas e ene d'e grouer, etro bлоaz 605; goude e varo e c'hoarveas meur a viracl e quichen e ve.

## REFLEXION.

Sant Meen ne c'houenne graç ebet digant an Autrou-Doue, nemet dre ar beden. Beza eus certen tud pere a zeu da juri, da vlasphemi ha da ober mil mallos pa ne allont quet prosperi evel ma falle dezo, ar seurt tud-ze a so tud hep fei ha christenien fall pere n'o deus anaoudeuez ebet eus a vadelez an Autrou-Doue. Ar scritur sacr a lavar deomp: Goulennit hac e recevot, clasquet hac e cavot, scoet hac e vезo digoret deoc'h; da lavaret eo, an hini a zeu da bedi Doue gant fizianç ha perseveranç, a recevo diganta, abred pe a ziveat, ar pez a c'houlen. N'ez eus netra tristoc'h evit clevet tud oc'h en em guemer ouz Doue memes, oc'h ober mil bec'het abalamour ne brosperont en o micher, en o af-ferou pe en o labourou evel ma falfe dezo. Pa gollomp ur proces, pa gollomp lod eus hor c'herent, e teuomp da vurmuri a enep a Autrou-Doue, hac alies e rer blasphemou capabl da lacat an Eon hac an douar da grena. Va breur, va c'hoar, mar ez hoc'h sujet d'ar pec'hetze, pedet Doue da gaout truez ouzoc'h; quitteet an habitud fall-ze, ha pa ho

pevezo c'hoant da gaout un dra benâc, ho pêt recours d'ar beden, hounes eo ar voyen da veza mignon da Zoue, ha certen abred pe a ziyeat e santot an effet eus e vadelez.

*Ar c'henta deves a vis Gouere.***SANT GOLC'HEN, Escop.**

SANT GOLC'HEN a so bet savet a dud paour. E dad hac e vam o devoa quitteet bro Zaus evit dont e Franç, dont a resont da Escopti Leon. Surprenet e voent gant an nos equichen Lesneven; goulenn a rezont logeiz en un tieguez var ar mæs, ha refuset e voe dezo abalamour ma voent tud estren; cousquet a rezont er mæz, hac en nosvez - ze e voe ganet Golc'hen. E dad hac e vam n'o devoa netra, e dad memes ne gave banne dour ebet evit contanti e bried; mæs dre o fedennou servant, e teuaz an Autrou-Doue da zijoloï dezo ar feunteun pehini a so galvet hirio feunteun Sant Golc'hen, ha pehini a ra hirio c'hoaz cals miraclou.

*eus a vreiz.*

Un den pinvidic eus ar c'harter-ze en devoa compassion ouz an dud paour-mâ; en em offr a reas da veza paeron d'o c'hrouadur, ha roï a reas dezo ur plaç mad evit en em logea; ar c'hrouadur a voe hanvet Golc'hen. E paeron en elevas hac en instruas evel ma vige bet map dezân; en lacat a reas memes da ober e studi. Golc'hen en em accustummas abred da veza moderet en dibri hac en eva; ar c'hrouadur e voa tener ha devot meurbet; ne vige cavel nemet en Illis, e pelec'h e passee un amser vrás en oræson; parlant a ree ous an oll gant douçder ha modesti; biscoas ne gollas respet evit den; beza e devoa ur speret lem ha penetrant; desqui a ree ar pez a gare.

E baeron o velet en devoa e fillor cheaz cals speret ha cals vertu, a bromettas rei deza e oll vadou, rac n'en devoa quet bugale; mæs Golc'hen n'en devoa quet avi ouz madou e baeron, ha c'hoantaat a reas en em denna en desert evit beza dianaveet. E dad hac e vam a zeus o daou da vervel; neuse Golc'hen a fallas executi ar resolution en devoa quemeret. E baeron en em opposas adarre da guemense; prometti a reas dezân e vige bet e c'heritour; mæs caer en de-

voa ober, ne allas morse lacat e fillor  
da chench resolution.

Sant Golc'hen a guittaas eta e baeron;  
en em denna reas en ur c'hoat pehini  
a so galvet hirio *Peneti Sant Golc'hen*,  
da lavaret eo, *ar plaç eus a binigen Sant  
Golc'hen*. Doue en deus grêt cals miraclou  
er plaç, hac a ra c'hoas hirio. Un in-  
finite a dud a zeue d'e velet e hermitaich  
rac anaveet a voa e santelez gant  
an oll. Tremen a ree casi an oll amser  
er beden hac en oræson, ne ree nemet  
ur repas bemde ha ne sortie ens e lochic  
nemet ur veich bemde evit ober e-unan  
ar brocession en dro d'e hermitaich. Teir  
groas en devoa savet e quichen e lochic,  
ha bemde e ree station en o c'hichen.  
En amser-ze an inimiet a edo bemde o  
elasq ravagi breiz, hac ober a rezont an  
disquen e douar Leon ha ravagi a rezont  
ar c'harter-ze. Ar seigneur eus a Leon  
pehini a voe neuse e Lesneven, pa yeas  
da gaout Sant Gol'chen d'e hermitaich;  
èn saludi a reas gant respet, èn supplia  
a reas da bidi Doue evitan hac evit e  
arme, evit gallout chasseal ar barbarêt eus  
ar vro. Sant Golc'hen a respontas dezàn  
*It, emezàn, Autrou*, it d'ar brezel hardi-  
mant, ha pa ho pezo goueet ar victor,

deut d'am c'haout âmâ. Ar seigneur a  
bartias ractal; gounit a reas ar victor var  
an inimiet, darn anezo a voe grêt pri-  
sonerien, darn all lazet. Dont a reas sonch  
dezàn eus ar c'homzou en devoa lavaret  
Sant Golc'hen, partial a eure da vont  
d'e gaout. Ar Sant a edo c'hoas o pidi  
Doue; ar seigneur a racontas dezàn pe-  
naus en devoa chasseet an inimiet. Neuse  
Sant Golc'hen a lavaras dezàn, Autrou,  
emezàn, rentit graçou da Zoue ha laqueet  
ho poan evit miret e c'hourc'hemennou.  
Ar seigneur èn trugarecaas hac er pedas  
da c'houlen ur c'hraç bennac digantâ.  
Sant Golc'hen a respontas, n'am eus ezom  
ebet a draou tamporel, emezàn, mæs  
roït alusennou evit ar victor hoc'h eus  
gounezet. Grit mar querit ober ur gouent  
er plaç-mâ evit religiuset pere a bedo  
Doue evidoc'h hac evit ho sujidi. Ar  
seigneur a sentas outâ hac a roas d'ar  
Sant an douarou pere en ur vale en  
divige redet epad un devez. Sant Gol-  
c'hen èn trugarecaas hac en em separi a  
rezont. Pa eas ar Sant-mâ da guemer  
possession eus an douarou-ze, an douar  
en em save a dreon e guein evel ur  
c'hleu; ar c'hleu-ze a so c'hoas hirio res-  
petet gant an oll yretonet. An habitantet

ispicial eus a Leon o-deus quement a respect evit Sant Golc'hen, ma o deus savet ur chapel er plaç e pehini eo bet ganet Sant Golc'hen, e pehini e arru hirio cals miraclou.

Sant Paul, escop a Leon, a glevas parlant eus ar santelez Sant Golc'hen. Rei a eure dezàn ur garg enorabl en e escopi, ha goude e varo, Sant Golc'hen a voue choaset en e blaç. Ar Sant-mâ pa glevas ar c'helou-ze a guittaas e hermitaich, quement en devoa a humilite ma crede ne vige quet bet capabl da c'houarn au escopti, ha partial a eure exit mont da Rom. Mæs caër en devoa ober, e virit extraordinal en disculias, ha grêt e voe escop eus a Leon en drousespet d'e humilite. Pa arruas e Leon, ar bobl a yeas var an hent evit e ziguemer. Ar joa a voa bras entre an oll; Sant Golc'hen e-unan a voa trist. Gouzout a ree e voa grêt escop evit labourat hac evit servicha ar re all, ha non pas quemer e bliadurezou hac evit beza servichet gant ar re all.

Epad an amser ma voe er garg-ze e tisqueas ur zel bras evit silvidiguez an eneou. Lacat a eure un urz admirabl en e escopti ha repari cals ilisou. Mæs Doue

a fallas dezàn en denna eus ar bed-mâ evit e recompansi. Clènvel a reas er guer a Roason e pelec'h e devoa un affer bennac; ha mervel a eure evel ma varv ar Sænt er bloas 616, goude beza gourarnet Escopti Leon e tauc pevarzec bloas. Conservi a rer en e Ilis ebars Leon lod eus e relegou hac ar groas pehini en devoa douguet ouz e c'houzouc.

## REFLEXION.

I. Sant Golc'hen a so bet un den a viracl. Miret a ree bepret ar voderation hac en dibri hac en eva. En amser-mâ ar gristenien a so sujet d'ar gourmandis. Partout ne veler nemet mesverien ha tud debauchet. An oll a so ato o clasq un dra da gontantî e c'hout; en dibri ne eus na musul na moderation.

II. Ar Sant-mâ a voe douç e quènver an oll, mæs bremâ ne veler nemet tud fier ha tud arrogant. En amser-mâ un den douç ha modest a so consideret gant tud ar bed evel un den simpl ha memes evel un den imbicil.

III. Sant Golc'hen ne gollas biscoas respect evit den, mæs bremâ ar re yaouanc n'o deus respect ebet evit ar re goz; guelet ar reer memes bugale pere a goll

bemde respet evit o zad hac o mam. Ar seurt tud-ze n'o d'eus morse na bonheur na chanç var an douar, ha Doue a zeu alies d'o abandonni.

*An navet varnuguent a vis Gouere.*

### SANT GUILLOU , ESCOP.

SANT GUILLOU , patron eus ar guær hac eus a escotti Sant Briec , a so guinidic eus an escotti-ze. E guerent ne voant na tud pinvidic na tud distinguet. E dad oa hanvet Olier Pichon hac e vam Chan Fortin. Adalec e yaouanctis en em roas d'ar pratic eus ar biete hac eus an devotion ; frecanti a ree an ilizou hac assista er bredicationou hac en offeren gant cals a zevotion. Casset e voe d'ar studi e pehini e profitas meurbet. Goude beza recevet an urzou sacr , an Escop pehini a anaveze e verit , er c'hemeras evit e sicour ha neubeut a amser goudese e voe grêt bælec. Mervel a reas an Escop-mâ , hac an Escop pehini a voa choazet en e blaç a zalc'has ive Sant Guillou , ha goude maro hemâ e chommas c'hoas gant un all , bete ma sicouras tri Escop e Sant Briec. Epad

an amser ma edo o servicha an tri Prelatz , e profitas cals er vertu ; surpassi a ree an oll dud a ilis eus e amser dre e verit extraordinal. Sant Guillou ne guemeras jamæs vanite da veza henoret hac estimet gant tri Escop ; er c'hontroll en em servicha a reas eus e autorite evit soulagi ar re affliget hac ar re o divige recours dezàn. Sant Guillou a so bet ive un den a oræson. E assidue d'e oll deverou a voa bras ; lavaret a ree ato e offic var e zaoulin ha disolo e benn ; hac ouspen an dra-ze , bemde e lavare offic ar Verc'hes ha salmou David , ha conservet en deus ar pratic-ze epad e vuez.

Sant Guillou en d'eus ato conservet ur burete angelic , hac e meur a occasion en deus treac'het an erouant a impurete ; e garante evit ar beaurien oa bras. Ganta edo ar sourci da zistribui d'ar beaurien aluzennou an Escop hac e-unan e roe dezo ar pez a alle eus e vadou propr. Conservi en deus grêt ato ar sobriete en dibri hac en eva ; observi a ree yuniou an Ilis , ha yun en deus grêt c'hoas cals deveziou all eus ar bloas.

Goude maro Escop Sant Briec , ar Chalomiet , inspiret gant Doue , a choazas

Sant Guillou evit o'Frelat. Ar fæçon gant pehini en em gomportas, a zisquez permet dre un inspiration divin ; rac souffr a reas cals abers un den puissant pehini a fallas dezàn distrugi guiriou an Ilis. Sant Guillou en em opposas d'e bretantionou, rac guelet a ree mad penaus eus an affer-ze e tepande gloar Doue ha privilejou an Ilis.

Sant Guillou oa douç ha carantezus e quènver ar re-all, mæs rust en e andret e-unan. Yun a ree alies ; couquet a re var un tapis pehini a lede var an douar, petra bennâc m'en devoa ur guele ornet caer. Carout a ree ar baourentez, hac e famill a gonsiste e eiz den seulamant, mæs tud santed ha tud vertuzus. Bisita a ree e Escotli purvuia var droad, evit imita simplicite an Ebettel. Jamæs ne zougue arc'hant, ha pa en divige, en roe d'ar paour. Un nosvez e voa bet obliget da gousquet en un hostaliri, ha dre'n abec n'en devoa quet a arc'hant, an hostis a zalc'has e leor outâ ; souffr a reas an affront-ze gant joa. E dy a yoa ty ar beaurien ; ato e vige e zomestiquet occupet o prevari boed d'an dud paour, ha contanti a ree

ato pep hini. Pa s'houenne ur paour digantâ un dra bennâc e prest, pe veubl, pe un dra-all bennâc, en roe dezâ da viret. Bisita ree ar beaurien clân, hac o sicour eus e c'halloud.

En amser-ze e arruas ur famin quer bras e breiz, ma varve cals tud gant dienes. Sant Guillou a reas ober processionou general e pere e assiste ato ; exorti a reas e bopl da ober pinigen ha da chench a vuez, ha pedi a ree an Autrou-Doue da gaout truez ouz e vugale. Quement id en devoa a vœu distribuet d'ar beaurien ; prena reas an oll id eus ar vro evit ar memes effet, ha pa voa echu e arc'hant, e verzas e veubl hac e leorion evit prena id ; erfin pa ne gave mui da brena, e vige guelet o vont a zor da zor evit questal d'ar beaurien. Ea ur guer, Sant Guillou a so bet ar souten hac ar gonsolation eus ar beaurien, eus an intanvezet, eus an orfelinet hac eus an oll dud affliget.

Sant Guillou a resistas ato ouz un den puissant pehini a falle dezàn distrugi privilejou au Ilis. Ato e refusas signa lezennou eus un tyrant pehini a zistruge bete touriou an Ilizou evit ober tyez, rac quemense e vige bet controll

da c'hloar Doue ha da guiriou an Ilis; mæs e zel evit gloar Doue a so bet caus ma voe exilet en ur vro pell diouz e bopl. Ho lezel a ràn da sonjal en anquen en devoa ar bopl paour o velet o fasteur ouz o c'huitaat. Sant Guillou a reas a bep seurt vad er vro da behini e voe casset. Mæs da benn un neubent bloaveziou, an Due a vreiz pehini en devoa chasseet eus e vro, en em velas oblige d'en em occomodi gantâ. Sant Guillou a retourne d'e bopl. Me ho lez e'hoas da gompreñ ar joa gant pehini e voa diguemeret. An hent dre pehini e tlie passeal a voa goloet a dud. Neuse Sant Guillou en em occupas da lacat an urz vad en e Escotti. En amser ma edo occupet o repari e Ilis, Doue en tennas eus ar bed-mâ evit e recompansi eus e oll labourou hac eus e oll boaniou; meravel a eure er bloavez 1237, oaget a nao bloas hac anter cant. Enterret e voe en Ilis principal; mæs evit peurechui an Ilis-ze pehini en devoa commandet, e renquezor dienterri e gorf pehini dre ur miracl en em gavas en e bez hep corruption ebet. Mar boa bras fizianç ar bopl e Sant Guillou, e crescas neuse davañtaich. Un infinite a viraclou a so arruet

equichen e bez. En amser ma edo o construi un Ilis nevez, n'en devoa tam arc'hant, ha represantet e voe dezân penaus an Ilis ne voa quet pinvidic avoalc'h evit beza construet a nevez. Mæs Sant Guillou a respontas: *Va mignonet, emezâ, petra benndc n'am eus quet a voyen, Doue hor sicouro dre e c'hraq, hac echui a rin an Ilis-mâ beo pe varo; ar pez a erruas en effet. Ar miraclou pere a erruas goude e varo, o deus tennet d'an Ilis-ze cals moyenou.*

## REFLEXION.

I. Sant Guillou en d'eus conservet ar burete bete e varo, evel ma en deus e-unan discleriet d'e gonfessour arauc mervel. Beza allân lavaret penaus ar pec'het dishonest a so ar brassa erouant eus an dud a so var an douar, hac ar pen-caus eus ar gorrution an dud yaouanc. Ar pec'het a lubricite en d'eus e-unan daonet mui a dud eguet an oll bec'hejou all assambles. Ne ouffe den nombri ar maleuriou eus a bere eo caus ar pec'het vil-ze. Caus eo ma zo bemde ur re bennâc o coeza e punç an ifern. Mar d'oc'h malheurusamant sujet d'ar viç-ze, sortiet eus ar stad-ze quenta ma ellot: malheur deoc'h mar chômmil pell er stad maleürus-ze.

**II.** Sant Guilloù en devoa carante evit ar beaurien ; ha c'hui ha truez hoc'heus-hu ive ouz ar paour ? Pet gueich n'hoc'h-eus-hu quet refuset an aluzen dezàn ; pet gueich n'hoc'h-eus-hu quet e valtretet dre o comsou rust ha fier ? Ne zispriget quet sellet ous ur paour, paourente ne d'eo quet viç. Ene ar paour a so prenet gant goad Jesus-Christ couls ha hoc'h hini ; ar paour en deus guir da vont d'ar Barados couls ha c'hui.

**III.** Petra bennâc m'en devoa Sant Guilloù cals occupationou, lavaret a reas cougoude cals pedennou, hac ober a reas cals yunou. Ha c'hui, ha fidel ez hoc'h-hu da lavaret ho pedennou diouz an nos ha diouz ar mintin ? hac observi a rit-hu ar yuniou ordenet gant an Ilis ? Diouallit dioc'h quemense. Mar manquit d'ho tiverou, christen, birviquen n'ho pezo bonheur nac er bed-mâ nac er bed-all.



~~~~~  
An eiz varnuguent a vis Guengolo.

**AR VUEZ BURZUDUS EUS A FRANCESADA
DAMBOAS, EUS A URZ CARMES.**

FRANCESADA Damboas a so bet ar fondatrices eus a urz Carmes e breiz ; he zad a yoa Loïs Damboas, Duc a vreiz , hac he mam Mari Derien. Francesa a voa ar c'hossa eus a deir merc'h en devoa an Duc. Cals digentilet e goulennas evit pried, mæs cals anezo a voe refuset. E c'herent e fromattas evit pried da Gont Guengamp , ha rei a rezont dezi un education caer ha santel. Sul ma cresque en oad, e cresque ive et vertu. Rei a ree alies d'ar beaurien he bara eus e dorn , hac alies memes e dillat divar he c'hein. Ato e vige occupet gant ul labour honest bennac. Beza devoa quement a zevotion evit Sacramant an Auter, ma reas e communion guenta d'an oad a bemp bloaz. Vertisiou Francesa a ree ma voe admirer gant an oll. D'an oad a bemzec bloas a voe roet evit pried da Ber, Cont eus a C'hengamp. Dre respect an eil evit eguile, e conserfzont ato o virginité, mont a rezont da chom da C'hengamp.

Passeal a rezont ur bloavez bennac en un union hac en ur garante admirabl; mæs Doue, pehini a ra pep tra evit ar guella, a bermettas ma vige affliget e servicheres. He fried, pehini en devoa bet bete neuse a pep seurt respet eviti, a gommanças da gaout yenigen a enep ar Brinces vertuzus-mâ; dont a reas memes da veza cruel ha dinatur en e audret. Mæs souffr a reas an oll persecutionou-ze gant joa ha gant resination da volonte Doue; erfin e couezas clæn. Unan eus he mignonezet pehini a vouye petra voa caus eus he c'hlènvet, a zeugas d'e guelet evit e c'honsoli. Mæs ar Brinces Francesa a respondas dezi : « Ne ouffer, emezi, » caout plijadur ebet er bed-mâ; amâ » n'ez eus nemet poaniou, miser ha tru- » buil. Jesus-Christ e-unan e deus ran- » quet souffr a bep seurt poaniou er bed- » mâ, obliget eo bet da vervel var ar » groas evit savetei hon eneou. Ar me- » mes tra a c'hoarve gant mignonet Jesus- » Christ var an douar. Ia, emezi, Jesus- » Christ eo va c'harante, èn a ra din » ar batiantet, e c'hraç a ra ar poaniou- » mâ; ra ve meulet e hano da virvi- » quen. »

Erfin Doue a zeugas da gconvertissa ar

Prinç he fried. Dont a reas da santout peguer mezus e voa dezàn goall dreti e pried pehini a yoa ur Brinces vertuzus, goulen a reas pardon diganti, ar pez a voue accordet dezàn facilamant. Neuse ar Prinç a gommanças ober pinigen; douguen a reas ar ciliç, yun hac ober a bep seurt austereou evit imita e bried. An daou bried santel - mâ a bromettas an eil d'eguile penaus an hini a chomse da ziveat var an douar, ne vige quet bet demezet. O zy a barisse beza ur gouent queñtoc'h eguet palæs ur Prinç. Ar Brinces a gofesse bep pemzec de, hac ato gant un devotion tener hac admirabl. Charitabl a voa en andret an oll religiuset hac en andret ar beaurien. Bep bloas, d'ar yaou gambrit, e velc'he o zreid da bemzec plac'h yaouanc, ha goudeze o serviche e-unan ouz taul. Bisita a ree an hospitaliou hac an dud clæn, ha fournissa a ree ar pez a vanque dezo. Alies memes e quemere en e fales tud clæn pere a vige rebutet gant an oll. Rei a ree cuzul vad d'an oll, hac ato e vige o pedi he fried da ziminui ar guiriou hac ar c'hargou var ar bopl.

Ar brinces Francesa, gant consanta-
mant e fried, a reas sevel ur gouent

nevez en Naonet evit merc'het Santes Clera; ar Prinç ne vevas quet pell goudese. Goude e varo, ar Brinces Santel a c'houantas antreal er gouent pehini e devoa grêt batissa. Ur yontr dezi a voa laqueet Duc eus a vreiz e plaç he fried. Petra bennac m'en devoa ar yontr-ze e c'haret en e amser guenta, e teuas da gaout cals ha malic outi. Guersa a reas quement a apparchante outi, hac e friva a eure eus a bep tra. Mæs Francesa Damboas a souffre an dra-ze tout gant joa ha gant resignation da volonté Doue. *Doue, emezi, en devoa roet din quement am boa, o zenna en deus grêt diganin, arabat eo murmuri ous e vadelez.* E volonté bezet grêt, hac e hano ra ve biniguet. Mæs ar bersecution-ze ne badas quet pell; ar yontr-ze dezi a zeuas da vervel. Epad e glènvret Francesa a zisqueas he bolonte vad; ur sourci extraordinal a eure anezâ; e-unan e fallas dezi e sebelia; scuilla a eure cals daelou, hac assista a reas en e enterramant. Lacaat a reas lavaret un niver bras a offerennou evit repos e ene.

Goude maro ar yontr-mâ dezi, e voe choaset un duc nevez e breiz. Mæs hemâ a dretas Francesa Damboas guell cals eguet e yontr. Ordren a reas renta dezi

e oll madou hac ordren a eure punissa ar re o devoa e ferseutet. Mæs Francesa a ampechas quemense dre e fedennou hac a obtenas pardon evit e oll adversourien. Goude beza er fæçon-ze tranquiliset peptra, e c'hoantas antreal e religion, mæs ur c'hlènvret hir ha cruel a ampechas anezi da executi an dessin-ze quer buan ha ma vige fallet dezi. He c'herent oll ha meimes an duc pehini a yoa he frotectour en em opposas d'e dessin; beza falle meimes dezo e dimizi adarre; mæs quement e importunas an duc dre he fedennou, ma obtenas permission da ober ur gouent er plaç ma vige fallet dezi, mæs non-pas gouscoude er mæs a vreiz. Mont a reas da Venet, hac eno e choasas ur plaç e quichen couent ar garmezien. Scriva a reas ive da Rom, hac ar Pap a accordas dezi quement a c'houenne digantâ.

Pa voue echu ar gouent, e voue dediet d'an Itron Vari a Garmes. Francesa a antreas ennâ gant ur plac'h bennac. Eno ar santes-mâ a gunduas ur vuez admirabl; passeal a ree casi e oll amser en oræson, douguen a ree ar ciliç ha yun teir gueich er sizun; ober a reas vœu e quichen treid an auter dirac he c'homfessour pehini a a yoa ô rei dezi ar gommunion. He c'he-

rent pere a yoa ato en he c'hompaignenez, ha pere ne songent quet e vige bet leanes, a voe oll souezet ouz e c'blevet oc'h ober e vœuyou gant ur vouez cre ha sclær. Mam Francesa pehini a yoa c'hoas e buez en em gavas eno presant, quemeret a reas chagrin, rac gouzout a ree penaus quemense a vise caus a gals difficulteou. An oll a voa o clasq e dizalia; neubeut a amser goudese e voa proposet dezi ur fortun caér, mæs Francesa a responte gant ners ha gant ur gouraich vrás penaus ne vise birviquen mui demezet. Quemense a excitas outi ar goler eus a gals tud puissant. Menacet e vouehi, an tad carmes he c'honfessour, hac an oll domestiquet eus he zy, penaus ma n'o divige disaliet Francesa, e vige c'hoar-veet maleur ganto.

Ur mareat goudese ar Roue a Franç a zeuas e breiz evit accomplissa ur vœu en devoa grêt da Sant Salver e Redon. He c'herent oll hac ar Roue memes a reas e bossabl evit e lacat da gonsanti d'o bolonte, en ur brometti dezi penaus e divige bet dispanç eus e vœuyou; mæs Francesa Damboas a responte bepret : » Roet » ameus va guer da Jesus-Christ, emezi, » ha fidel e vezin dezàn; guel eo senti

» ouz Doue eguet ouz an dud ; mar aban-
» donnit ac'hanon, Doue n'em abandonno
» quet; quemeret am eus Jesus-Christ
» evit va fried, ha birviquen ne vezin
» infidel d'ar bromessa am eus grêt de-
» zàn. » Mæs he c'homsoù a gouistas cals
dezi, injuriet e voa ha goapeet gant he
c'herent pere a fallas dezi e anlevi evit
e c'hass da Baris; mæs Doue en em op-
posas d'o dessin. Ha pelloc'h goude ne
voa troublet gant nicun eus he c'herent.

Erfin Francesa Damboas en em dennas c'hoas en ur gouent e pehini e fallas dezi servicha al leanezet ha beza domestic dezo. Ober a ree ato al labourou ar re zistera. He c'houent a so e Guenet hac a so galvet *Couent an teir Vari*. Bete neuse ne devoa quet c'hoas quemeret an habit religius, erfin er c'hemeras gant consantamant ar religiuset-all, petra bennâc ma voue ar fondateures eus ar gouent-ze, morse gouscoude ne fallas dezi quemer plaç enorabl ebet, rac, emezi, *an diveza recevet ez on hac ar brassa pec'heres*; ne fallas mui dezi e vige galvet princes nac itron, mæs c'hoar *Francesa, Servicheres Jesus-Christ*. Pa voue echu e bloaves noviciat, a reas profession etre daouarn escop Guenet. Neuse e crescas

he finigennou hac he austereiteou ; senti a reas a galon vad ouz'ar re-all ; hac en em gonformi a reas dezo e pep-tra. Quemer a ree an disciplin quen alies ha gant que-
ment a ners, ma coueze ar goad diouti.
He oll flijadur e vise en offeren, en oræ-
son, er beden, er sermon hac oc'h ober
lecturiou spirituel. Goude maro ar briores
eus ar gouent, e voa choaset en he flaç
en drouzespet d'he humilite.

Goude beza tremenet un nombrat bloa-
veiou er gouent - ze, an duc a vreis
guendro dezi, a savas ur gouent nevez
en Naonet evit leanezet Carmes. Fran-
cesa a yeas d'ar gouent - ze gant nao lea-
nezet-all pere a zigassas ganti eus a Venet.
Al leanezet pere a chommas e couent an
teir Vari e Guenet, enaouët dre ne allent
mui guelet o c'hoar Francesa, a c'hou-
lennas permission da vont ive d'an Nao-
net ; ar pez a voe accordet dezo. Mont
a resont oll d'en em lacat adarre dindan
direction ar c'hoar Francesa pehini a
chommas ato priores ha pehini a gundue
ur vuez mortifiet en ur gresqui bemde
he finigennou. Eno e cunduas ur vuez tran-
quil hac Angeliq, quen a blijas da Zoue
e zenna eus ar bed - mā. Mervel a eure
evel ma vary ar Santeset, er pevare de-

vez a vis du, er bloaves 1485, oaget a
eiz bloas hac anter-cant. Ne ouffer quet
nombri ar miraclou en deus grêt Doue
e faveur ar servicheres fidel-mâ dezàn.
Francesa Damboas e d'eus ato cunduet
ur vuez vertuzus hac exemplus; impos-
subl eo parlant eus e oll maximou spi-
rituel. Gouscoude chetu amà darn anezo.

Maximou spirituel eus a Francesa Damboas.

I. Grit pep-tra evit ma vezo glorifiet
Doue.

II. Ar speret-santel a reprocho deomp
particulieramant tri seurt pec'hejou ; an
neglijanç da senti ; al laichente da ober
pinigen hac ar guriosite da remercout
deffautou hon nessa.

III. Evit mervel ervad e renquer con-
sideri Jesus-Christ obeissant bete mervel
var ar groas.

IV. Evit conservi ar peoc'h e renquer
tec'het dious al lavaradou ha caout pa-
tiantet e quènver an oll.

V. Pa c'houlenno ur re avis diga-
neoc'h, e ranquit lavaret sinceramant ar
pez a songit en ho coustianç hac ar pez
a inspiro deoc'h neuse ar Speret-Santel.

VI. Evit beza eürus e renquer en em
abandonni e pep-tra d'ar brovidanç eus

a Zoue, en em sœumetti d'ar ræson ; heulia santimant ar re-all quentoc'h eguet hon hini, beza unisset a galon gant Doue, non pas en em sourcial eus a lavarou an dud, ober ar pez hon deus da ober ha lesel ar re-all da ober ar pez a garint.

VII. Ar re o deus carg var ar re-all, a responto ene evit ene eus ar re so confiet dezo.

VIII. An hent an assura da vont d'ar barados, eo ar souffrançou, an humilite, renonç d'ar volonté propr ha souffr ato ar pez a blico gant Doue ha gant an dud.

REFLEXION.

I. Imposubl eo nombri an oll maximou spirituel eus a Francesa Damboas na quen neubeut he vertuziou. He buez a so ur sermon caër eus a behini pep seurt tud a ell profita. Francesa Damboas a so savet eus ar brassa famill a vreiz, pried da un duc a vreiz, ha gouscoude e quemere plijadur oc'h en em occupi gant labourou humbl ha dister. Mæs en amser-mâ ez eus cals tud dilicat pere a sonch dezo beza dishe-noret ha coll o renq ma raffent ar seurt labourou-ze ; aon o deus da sœuilla o

daouarn ; distrei a reont o daoulagat divar ur paour, na allont quet supporti ar guel eus un den infirm no parlant ouz disteroc'h evito. Tud dilicat, plac'het ha groaguez monden, sellit en ho coustianç.

II. Francesa Damboas a lavare penaüs eo guel senti ouz Doue eguet ouz an dud. Songit mad er c'homzou-mâ c'hui pere, evit plijout d'ar re vrás eus ar bed, a zeu da vlessa ho coustianç, da ober gaou ouz ar re-all da offanci Doue ha da ober ho taonation.

III. Francesa Damboas c'hoas en em blige oc'h ober lecturiou spirituel ; mæs en amser-mâ e c'hoare ar c'hontroll ; bremâ ne veler nemet leoriou fall, leoriou abominabl, leoriou controll d'ar burete, d'ar fei ha d'ar religion ; al leoriou-ze a zo bet inspiret gant an drouc-speret ; hac ar pez a zo goassoc'h, ar re ne ouzont quet lenn pe n'ez int quet capabl da lenn, a zeu da chilou lecturiou fall ; ar re a zeu da lenn ar seurt leoriou-ze pe d'o fresta, d'ar re-all, pe da gonta d'ar re-all ar pez o deus lennet, a so ministret Satan ha servicherien Lucifer. Pa o d'eus en em ampoësonet o-unan e fall dezo ampoësoni ive ar re-all.

Ar chenta dévez a vis here.

SANT SCLÆR, ESCOP.

GOUDE maro Sant Per, Sant Lin a voue choaset evit beza Pap ebarz er guer a Rom. An tad santel-mâ a gontinuas ar pez en devoa commandet Sant Per, da lavaret eo, cass a reas beleyen evit prezec ar fei dre ar bed. Sant Sclær a voue sacret escop ha digasset da vreiz evit prezec ar religion. Arruout a reas er guer eus an Naonet gant un diacr pehini en devoa roet dezâ Sant Lin evit compaignon. An habitantet eus a Naonet a yoa neuse payanet hac idolatret. Sant Sclær a anavezas e voa destinet gant Doue evit prezec d'ar bopl-ze ; prezec a reas en effet gant quement a fruez, ma teuas e ber amser da convertissa cals eneou.

Mæs an drouc-speret, pehini a so bepret controll da feï Jesus-Christ, a reas e oll effort evit n'en devige Sant Sclær prezeguet d'ar bobl-ze ; hac en effet Sant Sclær hac an diacr pehini a yoa en e gompaignunez a voue o daou arretet. Ar Sant-mâ a assamblas an oll dud pere en devoa deja convertisset er guær eus à Na-

eus a vreiz.

net, ha dre o avis, e cassas an diacr, e compaignon, da hrezec ar fei d'ar bobl eus a Venet hac eus a Guerne. Sant Sclær a apparissas e-unan dirac ar barnourien eus a Naonet evit renta ræson eus an doctrin pehini a brezegue d'ar pobl ; parlant a reas gant quement a hardieson ma ne voe den capabl da respond dezâ. Parlant a reas en ur guer gant quement a nerz hac a gouraich eus ar religion Jesus-Christ, ma convertissas un nombr bras a eneou pere a recevas oll ar vadiziant. Var an dra-ze Sant Sclær a recevas al liberte, ha neuse a reas sevel un Ilis evit ar re en devoa convertisset,

Epad ma edo Sant Sclær o convertissa ar bobl eus an Naonet, an diacr, e compaignon, a voe ive o labourat evit conversion ar bobl eus a Venet hac eus a Guerne. Hac en effet convertissa en devoa grêt un nombr bras a eneou da fei Jesus-Christ. En amser-ze ive, ar brovidanç en devoa digasset d'an habitantet eus a Vontroules ur missioner santel pehini a brezegue dezo ar fei catholic. Pa glevas ar missioner-mâ penaus e voa Sant Sclær er guær eus a Naonet, penaus a. ree cals conversionou, e cassas quemniadurez dezân evit conféri assam-

bles var conversion an eneou ha var ar voyen da gresqui ar religion gristen.

Sant Sclær ravisset gant quemense a drugarecaas an Antrou eus ar sourci en devoa da zigaç ar fei d'ar bobl eus a vreiz ; mæs e joa ne voa quet disteroc'h pa glevas penaüs an diacr , e gompaignon a gonvertisse un nombr bras a eneou da Jesus-Christ e quarter Guenet ha Querne. Pa retornais an diacr-mâ d'an Naonet, e pedas Sant Sclær da visita ar bobl pehini en deva convertisset hac evit o exhorti d'ar berseveranç , evit ober beleyen hac evit reï dezo ar pez a voa necesser evit conservi ar religion en o zoues. Var an dra-ze Sant Sclær a bartias evit bisita ar bobl eus an Naonet, eus a Venet hac eus a Guerne , hac ober a eure cals miraclou evit prouvi ar virionez eus ar religion gristen. Erfin goude beza labouret epad c'huec'h bloas varnuguent evit convertissa eneou da Jesus-Christ , e sortias eus ar bed-mâ evit receo ar recompanç eus e oll labourou. Mervel a eure en ur vorc'haden elbars Escopti Guenet er bloaves 96. E gorf a voue transportet d'ar guer a Venet , ac'hano d'an Naonet ha goudese d'ar guer a Anger e pelec'h er c'hon-

server c'hoas hirio gant cals a respet. Cals miraclou a arru bemde er plaç-ze , hac ispicial an dour divar relegou Sant Sclær a so mad ouz an drouc daoulagat.

REFLEXION.

I. Sant Sclær en e yaouanctis a guitaas e guerent , e vadou hac e vro memes evit gounez eneou da Jesus-Christ. En amser-mâ ez eus cals christenien pere o deffe cueus o tispign ul liart evit procuri gloar Doue ; gouscoude ar c'henta christenien a vige ato prest da guittaat pep-tra evit feï Jesus-Christ. Mæs bremâ eo rar ar re a ve contant da sacrificia o madou evit gloar ar religion ; merq eo e deveus muy a affection evit madou an douar eguet evit Jesus-Christ ; merq eo e preferont ar madou tamporel d'ar madou spirituel ; merq eo e caront , e preferont plijadurezou ar bed d'ar blijadurezou eus ar barados ; merq eo e caront muy ar bed eguet crouer ar bed , ha parconsequant n'ez int quet guir bugale da Jesus-Christ.

II. Sant Sclær ne scuisse morse oc'h ober ar mad hac o procuri gloar Doue , morse ne vige clevet ouz en em glem eus e labourou ; mæs bremâ ar gristenien a zeu buan da scuisa oc'h ober ar mad ;

alies en em glemon̄t eus un devez passeet e servich Doue , na morse n'en em glemon̄t eus ar poan o deffe o servicha ar bed. Goude beza passeet un nebeudic amser er pratic emeus un dovation vad bennâc , e teuont da scuisa ha da zilezel an devotion-ze. Commanç a rezont a nevez un dra vad ha da benn nebeut a amser e teuont da abandoni ar pratic ; an dra-se a so ur merq a laichente, a zigourajamant hac a indifferanç evit ar mad ; ar seurt tud-ze a zisquez dre eno penaus n'ez int qnet cals fatiguet gant silvidiguez o ene.

III. Sant Sclær en devoa ur volonte vad ha dre eno morse n'en em scuize. Ne faut nemet ar volonte vad d'an den evit e ober ervad ; gant ar volonte vad e teuer d'en em gconvertissa , gant ar volonte vad e aller en em saveteï , erfin ne faut nemet ar volonte vad d'an den evit servicha Doue ha gounit ar vuez eternel.

Ar pemzevet devez a vis Here.

SANT CONOGAN , ESCOP.

SANT CONOGAN , guinidic eus a escoppi Leon , a so bet var fin e amser Escop e

Querne ; e dad hac e vam a voa tud puissant ha pinvidic , pere a chomme equichen Landerne ; receo a rezont digant Doue ur c'hrouadur pehini a dlie beza an enor eus e oll famill ; galvet e voe Conogan ; tad ha mäestr eo bet da gals religiuset fervant pere a voa destinet da brezec ar fei , da brouri gloar Doue ha da c'hounis eneou da Jesus-Christ. Sant Conogan a recevas digant e guerent un education caér , casset e voe d'ar studi d'ar guær a Guemper e peleac'h e chommas c'huec'h bloaz ; pegaer bras bennâc e vige e occupationou , morse gouscoude ne abandounas ar pratic eus ar vertuiou.

Goude beza echuet e studi , en em roas d'ar filosofi pehini a studias etauc daou vloas ; goudese e zeas da gouent Landevennec e pelec'h e chommas pevar bloas evit desqui an teologi. Beva a reas epad an amser-ze gant ur garante vrás etoues ar religiuset eus ar gouent ; e vodesti ispicial a voue admiret gant queument hini en anaïe.

Goude ar pevar bloas-ze , e guerent en digassas d'ar guær. Beza fallas dezo ober eus a Gonogan un den-ens ar bed ; casset e voe da dy ur yontr dezàn pe-

hini a voa Vicont e Leon. Sant Conogan en devoa cals difficulte o consanti da guemense; e garacter hac e inclination ne voa quet da veza etouez trouz ar bed. Gouscoude ne fallas quet dezàn desobeissa d'e guerent; partial a reas, ha diguemeret mad e voa gant ar Seigneur. Seblanti a ra e falle da Zoue e vige eet Sant Conogan da dy an Autrou-ze; rac Sant Conogan, dre e vertu ha dre e exempl vad, a reas eus ar palæs-ze ur gouent reglet mad, eus a un ty monden e voa diaraoc. En ur guer, Sant Conogan a chenchas an ty-ze en ur fæçon admirabl; er fæçon-ze a passas Sant Conogan pemp bloas e ty e yontr; en em ziouall a reas bepret diouz ar viçou da bere eo sujet ar gourtisanet. Goulen a reas ar bermision da sortial eus an ty-ze, ar pez a voue accordet dezàn. Pa voue distroet d'ar guær, e tisclerias e intantion d'e dad ha d'e vam. Lavaret a reas penaus e falle dezàn a gress nonç d'ar bed, hac en em gonsacri e servich Doue. Da guenta e guerent a fallas ober difficulte dezâ, mæs abars ar fin, en ur velet e berseveranç hac e resolution ferm ha constant, e teusont da reï dezàn e liberte.

Neuse Sant Conogan en em rentas bælec; e guerent a roas dezàn ur benefiç, mæs n'en bossedas quet pell amser. E zad a zeuas da vernel, hac èn en em retiras en un ty pehini en devoa var ar mæs, e pelec'h e savas ur chapel; bemde e lavare e offeren er chapel-ze gaat un devotion admirabl. E vam a varvas ive nebeut a amser goude e dad; neuse e quittaas tout-à-fet e vro. En em denna a reas en un desert e pelec'h e cundue ur vuez santel hac exemplus meurbet. E santelez a yoa anaveet gant an oll; a bep coste e teue tud d'e velet, mæs ar Sant-mâ n'en em blige quet cals o velet ar re-all ouz e admira. Quitaat a reas adarre e hermitaich, ha dont a reas da gouent Landevennec e pelec'h en devoa studiet an teologi.

Sant Conogan a voa recevet er gouenze gant ur joa vrás, hac eno e voa anaveet e santelez en amser ma edo scolaër. Roet e voe dezàn habit en urz gant consantamant an oll religiuset. Neuse Sant Conogan a gommanças cundai ur vuez nevez; surpassi a ree ar religiuset all dre e humilite, e garante, e patientet hac e zouçder. E blaç ordinal a yoa e corn an Ilis, e pelec'h e vige ato oc'h

ober oræson. Evit mægadures ne guemère nemet bara gros, grizion, louzou ha dour; coussuet a re peurvuia var marche - pie an Auter, pe var ar pave.

Doue, evit reï mui a virît d'e servicher, a bermette ma vige tourmantet alies gant an arouant. Sant Conogan en divige a bep seurt tentationou, mæs bepret e vige victorius.

Gonde maro Sant Corantin, Escop a Guerne, ar Chaloniet hac ar bopl en em assamblas evit choas ur Prelat nevez, mæs da guenta an oll santiman-chou ne voent quet accord. Ordren a rezor ur yun a dri devez, ha goude quemense e voua choaset, gant consantamant an oll, Sant Conogan evit Escop a Guemper. Ne ouffe den exprima ar joa en devoua an habitantet eus ar guær-ze, pa glefsont ar c'helouze. Cass a rezor quemendurez da Sant Conogan pehini a reas cals difficulte evit quemer ar garg-ze; mæs erfin, quement e voua importunet dre bedennou ar Chaloniet ha dre ar Superieur eus e gouent, ma voue obliget, en drouzespet d'e humilité, d'e accepti. Monet a reas da Guemper evit beza acret Escop. Er garg-ze Sant Conogan

ne chenches morse an train a vuez pehini en devoua cunduet bete neuse; conservi a reas bepret ar simplicite. An oll er c'honsidere evel ur Sant, ha Doue a reas meur a viracl e faveur e servicher.

Sant Conogan ne vanque morse d'an exerciou spirituel da bere e voua bet boaset, petra bennâc ma vige clân. En devez memes ma varvas e zeas d'an Ilis o sonch da lavaret an offeren, mæs ne allas quet ober quemense. Goude beza chilaouet an offeren e retournas d'e gambr, hac e rentas, e presanç e chaloniet, e ene da Zoue, er bloaz 456.

REFLEXION.

I. Petra bennâc ma en divige Sant Conogan cals occupationou, morse couscoude ne abandonne e zevotionou. Mæs en amser-mâ ez eus cals tud dilicat pere, dre an distera incommodite, dre zigare ma o d'eus labourou, a zeu da neglija ha da zilezel an exerciou spirituel da bere ez int bet boazet. An dic'hoanteguez-ze a zo inspiré d'an den gant an droue-speret. Un den a volonte vad a gav amser da ober pep tra.

II. Sant Conogan a zeuas a benn da

lacat an urz vad e ty e yontr , petra
bennâc ma voue tud fall en ty - ze.
Desqui a reomp dre guement - mân
penaus ar re o d'eus ur guir desir da
brocuri gloar Jesus - Christ , a so ato
sicouret dre ar c'hraç . Resistet ato ouz
an teodou fall hac ouz an dud libertin
pere a so sujet da lavaret comsou vil ,
ha Doue a vezò ho recompanç . Roït
ato exempl vad d'ar re a so o chom
ganeoc'h , ha neuse e viot ar c'huez
vad da Jesus-Christ.

III. Sant Conogan e vige calz ten-
tet gant an arouant , ha gouscoude e
trec'he an oll dentationou . Ha c'hui ,
christenien , resistet ive ouz an tentatio-
nou , mar fell deoc'h beza saveteet . Que-
merit couraich , Doue a so en ho qui-
chen evit ho sicour pa en galvot ; bir-
viquen n'ho pezo temptation en tu-all d'ho-
nerz . Mar resistet ato , ne reot nemet
caerat ar gurunen pehini a so ouz ho
cortos er Barados .



~~~~~  
*Ar pempet varnuguent a viz here.*

### SANT GOENOU , Escop.

SANT Goënou , guinidic a vro zaus , ne  
quet bet savet a dud pinvidic . He dad  
hac he vam , tud vertuzus ha christenien  
mad , o devoa sourci d'en elevi e dou-  
janç Doue , ha reï a rezont dezàn un  
education caer . Sant Goënou a edo c'hoas  
yaouanc en amser ma varvas e vam ;  
quittaat a reas e vro gant e dat , e vreur  
hac e c'hoar ; ha dont a rezont d'ar guær  
a Vrest . Distribui a rezont o madou d'ar  
beaurien , ha goudeze en em denzont en  
desert evit en em reï da servich Doue .  
Pep-hini anezo a choasas e hermitaich .  
Sant Goënou a savas ul lôchiq un anter-  
leo dioc'h Brest ; eno en em roas oll  
d'ar beden , d'ar yun ha d'an oræson .

Un digentil eus ar c'harter , en ur  
chasseal er c'hoad e pehini e voa Sant  
Goënou , en em gavas e quichen lochiq  
ar Sant ; antreal a reas ennâ ha goulen  
a reas piou e voa , eus a pelec'h e voa  
ha petra e glasque eno . Ar Sant a ra-  
contas dezâ e vuez . Ar c'hont-mâ ravis-

set ouz e chilou, a gommanças caout affection evit Sant Goënou, ha reï a reas dezàn ur plaç caér evit batissa ur gouent. Ar Sant-mâ ne zaleas quet da gonstrui un ty caér dezàn ha d'ar re o devoa en em laqueet didan e brotection ; mæs Sant Goënou ne allas quet pell jouissa eus ar blijadur en devoa en desert - ze. Sant Houardon, en amser-ze escop a Leon, er c'hemeras evit en sicour en e garg pastoral. Sant Goënou a voe grêt chaloni ebars escopti Leon, mæs gouscoude ne alle morse ancounech'hât e solidud. Goulen a ree alies digant Sant Houardon ar bermision da zistrei d'e gouent. Ne recevas ar bermision-ze nemet goude cals a importunité ; pa retournas d'an desert e oll religiuset en recevas gant joa.

Ne oufse den meuli avoalc'h ar reglen gaërl a instituas Sant Goënou epad ma chommas gant e religiuset. Sant Houardon a goëzas clân, quemen a reas da Sant Goënou dont d'e velet. Ar Sant-mâ a obeissas ha reï a reas e oll sacramanchou da Sant Houardon pehini arauc mervel a roas avis d'e oll chaloniет da guemer Sant Goënou evit o frelat ha senti a rezont outâ.

Sant Goënou epad pevar bloas varnuguent ma voue escop e Leon, a veille var e bobl gant ur sourci extraordinal. Da benn an amser-ze, ez eas da fonti ur gouent nevez da Guimperle ebars escopti Quemper ; mæs ar gouent-ze a goustas dezâ e vuez. En amser ma edo ar Sant o consideri an artisanet hac o sellet ouz al labour, un den mechant bennâc dre valiç a lezas ur mourzoul da goouenza var ebenn. Ar Sant a gouezas d'an douar ha douget e voue quer buan d'e gampr. Sant Goënou a sante e voua tost e varo, disen a reas arreti an d'en coupabl, pardoni a ree dezàn a greiz calon. Receo a reas e oll sacramanchou gant un devotion admirabl. E varo precius e arruas er bloas 675. Lod eus e relegou a so bet transportet da escopti Leon en un Ilis pehini a c'halver hirio Langouënou. Ar bobl eus a Leon o d'eus ur respect bras evit relegou ar Sant-mâ.

## REFLEXION.

I. Ar Sænt o d'eus caér ober, o mirit hac o vertu a zeu ato d'o discleria, petra bennâc ma fell dezo en em guzet hac en em denna eus a donez an dnd ; mæs ive caér o deve an dud mechant

ober , disoloet e ūe o fallagriez abred pe a ziveat , pegaument bennâc a sourci a guemeront da dec'het diouz daoulagat an dud. Ar pez a rit e secret a zui da veza public abars neubent a amser. Evelse eta , grit en o particulier ar pez n'ho pe quet a vez oc'h ober dirac an dud. Ho pêt sonch emoc'h ato e presanç Doue ; ho pêt sonch penaus e vêl hac e clev Doue ar pez a rit. Ar sonch eus a bresanç Doue a viro ouzoc'h d'en offanci.

II. En amser ma edor oc'h ober ur gouent nevez da S. Goënou , ar Sant-mâ a oa occupet oc'h instrui tud pere a zeue d'en em recommandi dezàn ha d'en em renta religiuset. Ar gristenien pere o d'eus bet education a so ive obliget da instrui ar vugaligou divar dro , da zesqui dezo o actou hac o c'chatechis. Petra servich da un den beza recevet education , ma ne zeu d'en em servicha eus an education - ze evit procuri gloar Doue ha silvidiguez an eneou. Ma ne ouzoc'h scriva ha lenn nemet evi doc'h hoc'h-unan , nemet evit en em sistingui , trafica ha dastum madou , ne c'hortoit quet beza recompanset gant Doue ; mæs ar barados a yezo ho par-

taich mar quemerit ar boan da instrui bugaligou ignorant evit plijout da Zoue. Ar re n'o deus quet recevet education a so obliget da zesqui d'ar re ignorant ar pez a ouzont.

Un den mechant o clasq en em vengi a so bet caus eus a varo Sant Goënou. Doue a bermet alies ma teu un den vindicatif da ober tuy a zronc evit ne falfe dezàn ; jamæs ne d'eo permetet en em vengi ; ar venjanç a so reservet da Zoue hepquen , rac n'eus nemet Doue hac a voar en em servicha eus ar venjanç.

---

*Ar c'henta devez a vis Du.*


---

**SANT CADOU , ESCOP HA MERZER.**

SANT CADOU , guinidic a vro Zaus , a voua map da ur prinç eus ar vro-ze , hac e vam a voua ive princes eus an Islandr. Un hermit santel eus ar c'harterze a avertissas an daou bried-mâ da lacat badeza o c'hrouadur quentre ma vige ganet , ar pez a rezont en effet petra bennâc ma voent payanet. Tad Sant Cadou a zisclerias ar brezel da ur prinç all , ha lacaat a eure e vap da

gommardi d'e arme,, petra bennâc ma voue c'hoaz yaouanc. Mæs Cadou n'en devoua quen desir nemet da gombatti evit gloar Jesus-Christ. Chench a reas habit evit gallout sortial eus a balæs e dad. Pa voue deguiset er fæçon-ze e redas dre a bep seurt henchou distro , bete ma en em rentas e creiz ur c'hoat. En desert-ze en em laqueas dindan protection un Hermit santel , gant pehini a chommas epad daouzec bloas. Ne veve nemet a vara hac a zour , na jammæs ne vancas da senti ous an hermit-ze pehini a c'halve e væstr. Sant Cadou en devoua ur santelez quer bras , ma teuas an Hermit d'en gonsideri quent evel e vignon , eguet evel e servicher.

E santelez a voa anaveet gant an oll. Ur Prinç eus ar c'harter a glevas parlant eus a Sant Cadou, hac a roas dezàn ur plac caër evit batissa ur gouent, ar pez na zaleas quet da veza gret. Cresqui a ree bemde an nombr eus e religiuset.

Sant Cadou a c'hoantas monet da visita Sant Andre en Ecos; eno e ressuscitas un den maro , hac ober a eure cals conversionou dre e bredisicationou fervant ha santel. Goudese e partias evit mont da velet Sant Gouard ha Sant Loris e quar-

ter Aqniteen. Dont a reas goudese da Verseil e peleac'h en em ambarcas evit mont d'ar Palestin evit bisita an douar santel. Goude beza bet e Rom, ha rentet e visit d'an Tad Santel ar Pap , a retournas d'e gouent.

Sant Cadou en em denne en un enezzen e creiz ar mor evit passeal an amser eus ar c'hoaraïs , ha da voëliou Pasq e retournas adarre d'e gouent. Ober a ree quemense evit en em denna eus a drous ar bed, hac evit teac'het diouz conversationou an dud.

Quement e cresque an nombr eus e religiuset , ma voe obliget da sevel ur gouent nevez brassoc'h cals eguet ar gouent all ; en occasion-ze e reas Doue ur miracl e faveur e servicher. Sant Cadou en em serviche eus a Loénet gouez evit digaç mein , pri hac ar pez a voe necesser evit batissa e gouent; er gouent nevez-ze e chommas abbat etauc daou vloas.

Mæs Sant Cadou a falle dezàn beza dianaveet. Ambarqui a reas gant un niver eus e religiuset ; dont a reas da goste Guenet e pelec'h e chommas en un enezzen er c'harter-ze pehini a so galvet hirio enez Cadou ; an enezzen-ze a edo leun a loenet fall , mæs Sant Cadou o chas-

seas dre e bedennou fervant; hac abaoue an amser-ze n'ez eus biscoas clevet e ve bet loën fall ebet en enezen-ze: eno e savas ur gouent; a bep coste e teue tud d'e velet.

Re a humilite en devoa Sant Cadou evit chom pell er plac-ze. Quittaat a reas e gouent evit mont d'an Itali; chom a reas er guær a Benevan. Goude maro an Escop eus ar guær-ze, e voe choaset evit Escop.

Er garg-ze, Sant Cadou a edo ato occupet o veilli var e bopl; e ferveur evit an oræson a yoa bras, hac e oll desir a yoa scuilla e voad evit gloar Jesus-Christ. Un devez un arme bâbaret a guemeras ar guear a Benevan; lod anezo a antreas en Ilis en amser ma edo Sant Cadou o lavaret an oferen, hac en laza a rezont ouz an Auter gant un taul pic; e varo precius a erruas var dro ar bloas 570.

#### REFLEXION.

I. Sant Cadou a zente bepret gant joa ouz an hermit da behini en devoa en em recommandet. Grit ar memes tra; sentit ato ouz ar re o deveus guir da gommandi deoc'h. N'ez eus netra admiraploc'h en un tieguez eguet guelet an eil'o senti

ouz eguale. C'hui, bugale, sentit ouz hotadou hac ouz ho mamou, hac o respelit ato. C'hui, servicherien, grit, gant joa hac hep groignal, ar pez a vezò commandet deoc'h. Ha c'hui, tadou ha mamou, pa leverot d'an dud ho ty ober un dra-bennâc, ma ne fall quet dezo senti ouzoc'h, grit hoc'hunan, evit rei an exempl; hennez eo ar voyen da lacat ar peoc'h en ho ha da ty denna benediction Doue var ho famill.

II. Sant Cadou en em denne bep coaraïs en un enezen, evit tremen mad an amser santel-ze. Petra songit-hu a gement-mâ, c'hui tud dilicat, pere, var digare un incommodite bennâc, a zeu d'en em zispansi eus ar yuniou an Ilis; c'hui ispicial pere, dre mil digare fall, a zeu da trompla ho pastoret, ha da e'houlen diganto ar bermision da zibri quic? Ho pêt sonch e rentot cont da Zoue eus an delicateres-ze. Trompla a rit an dud hac ho pastor memes, mæs Doue ne vezò quet tromplet.

III. Sant Cadou ne zezire netra nemet eaout an occasion da souffr evit Jesus-Christ. Meur a gristen a so var an douar, pere, elec'h clasq an occasion da souffr evit gloar Doue, a zeu ato da dec'het

dious ar poaniou. Cals tud memes a zeu da vurmuri ouz ar brovidanç pa rencont souffr ur boan bennâc. N'ez omp christenien nemet evit souffr gant Jesus-Christ ; n'ez omp christenien , nemet evit beza laqueet er groas assambles gant Jesus-Christ; n'ez omp ersiu christenien nemet evit mervel er groas assambles gant Jesus-Christ.

*An eil devez a vis du.*

#### SANT HOMMOBON , MARC'HADOUR.

AR Sant-mâ , guinidic eus a Lombardî , a so savet eus a dud honest pere a vevê var boëz o c'hommerç. E dad hac e vam , pere n'o devoua quet ur fortun vras , a inspiras abred d'o map santi-manchou caër evit ar biete hac ar vertuziou chrïsten. E dad quentre en gue-las en oad a zescas dezâ e gommerç. Hommobon en em gomportas evel un den honest , ha Doue en preservas dioc'h an dangerou pere so quer commun er stad-ze. Guerza ha prena a ree ato gant probite , gant lealdet , hep trompleres ebet. Dimizi a reas da ur plac'h fur ha parfet , ha beva a rezont ato o daou

e doujanç Doue. Goude maro e dad ne songeas nemet da assuri e silvidiguez pe-hini a voa e guenta hac e vrassa affer. Ha neuse ne gonsideras penvidiguezou an douar nemet evel madou faus , fragil ha tromplus. Distribui a reas e zanye d'ar beaurien , ne c'hortoe quet memes e teuje ar paour da guichen e zor , e-unan ez edo d'o c'hlasq d'o zies ; mæs en ur reï an alusen dezo en deoua sonch d'o instrui var ar religion , consoli a ree ur rum ha corrija ur rum-all.

Pried Sant Hommobon en em afflige ouz e velet o reï an alusen gant que-ment a larguente , aon e devoua da veza ruinet hac alies en pede da reï an alu-sen gant nebeutoc'h a brofusion ; mæs ar Sant a responte dezi gant dousder , penaüs ar pez ar rer da Jesus-Christ ne ve Morse collet , ha penaüs c'hoas ne dleer quet menagi madou ar bed evit acquisita madou an eon. An Autrou-Doue en effet ne vanquas quet da reï e venediction d'an alusennou e servicher ; ha petra bennâc ma o ree gant larguente , morse gouscoude n'en em gavas ber en e afferou ; ar brovidanç a ree dezâ ato caout ar voyen da bourvei da bep tra.

Hommobon en devoua ar vertuziou

pere a rent ar c'kristen parfet. Ato e vige ar memes, bepret ingal en e actionou; an occupationou eus e dieuez n'ampeche quet anezâ da servicha Doue; en e stal couls alies e songe e Doue, alies e vige guelet en ilisou; bemde e assiste en offiç hac en oferen gant quement a serveur ma inspire an devotion d'ar re en guele; goudese e ree e alusennou hac e instructionou d'ar beaurien, hep gouscoude neglja e gommerç. Un devez goude an ofiç e chommas hervez e gustum var e zabulin dirac ar grucifi: en ur zigueri e zivreac'h e coezas var efaç d'an douar. Ar re en guelas ne voant quet surprenet gant quemense, rac ober a ree bemde an dra-zé; mæs evel ma chommas hirroc'h evit an accusumanç, ur re bennâc ez eas d'e guichen ha guelet a rezont e voa maro hep beza bet an distera clènvret. An opinion en devoab et an oll eus e santelez ne voua quet bes tromplet, rac Doue a reas meur a viracl var e ve.

## REFLEXION.

Desquet christenien, c'hui ispicial pere so o veva var boez ar c'hommerç, desquet gant peguement a lealdet e tleït guerza ha prena marc'hadourez. Ar Sant-

mâ a so bet ato just, ne dromplas morse den. Ha c'hui, ha trompla a rit-hu ar re-all? Bremâ ez eus certen tud ignorant, tud dallet pere a sonch dezo ez eo permetet trompla er foarion hac er marc'hajou; credi a reont ne dleont morse decrial o marc'hadoures; ha gant quemense e tromplont ar re-all; mæs o-unan ez int ar c'henta tromplet; dastum a reont madou goall acquisitet hac ober a reont a daonation ganto. Ho pêt sonch eus ar c'homsou-mâ; grit d'ar re-all ar pez a falfe deoc'h, etc. Ne rit quet d'ar re-all, etc. Rac-ze ne dromplit morse d'en; ne verzit quet ur varc'hadoures fall quement hac unan vad; n'en em servichet quet eus a certen rusou ha finessaou pere a noaso muyoc'h deoc'h evit d'ar re ho pevezo tromplet; bezit ato vre, just ha leal, ha Doue a raï e venediction d'ho commerç ha prosperi a raï a dra certen. Mæs mar tromplit an nessa, ho coustianç a vezò angaget, var fin ho puez, ne fallo deoc'h jamæs disregui eus ar madou-ze goall acquisitet, mervel a reot hep restitui, juget neuse e pe stad e vezò hoc'h ene; diouallit, christenien, diouallit, dioc'h ur maleur evel hennez.

Sant Hommobon a ree an alusent gant

larguentez petra bennâc ma vige blamet gant e bried. Evelse ez eus certen tud e tieguezou, lod so contant da rei an alusen, ur rum-all ne dint quet; aveichou memes ez eus tud pere a zeu d'en em facha ha d'en em dransporti pa veillont rei an alusen eus o zy; ar seurt tud-ze o deus ur galon fall ha calet; ma ne fall quet dezo rei an alusen abalamour d'an dud, e tlesent da viana e rei evit Doue; ma ne fall quet dezo beza charitabl, e tlesent da viana lesel ar re-all da ober ar mad; credet penaus ne ve den paouroc'h evit rei an alusen, ar re so charitabl o deus calon vad ha religion.

Ar Sant-mâ a gave an amser da bidi Doue ha da visita an Ilisou, petra bennâc m'en devoa cals occupationou. An dud a volonte vad, ar re a implich mad o amser a gavo ato an amser da ober o devotionou. Beza ez eus tud pere, var digare o offerou, a zeuent da negligia servich Doue, alies memes e tilezont o deverou ar re necessera eus ar religion; negligia a reont o fedennou, beza ez int lezirec da zont d'an offiç da sul ha da voël, da dostaat ouz ar sacramanchou, da gleout an offeren ha da

assista en instructionou pere a rîr en o farres. Ar re ne reont quet bremâ ar mad epad o buez, o devezo queus var fin o amser; greomp bremâ actionou mad, dastumomp un tênsor a œuvrou mad pere a raïi consolation deomp en heur eus ar maro.

---

*An trede devez a vis du.*

---

SANTES MARI, DOMESTIC HA MERZERES.

Doue a ra e c'hraçou da nep a gar; n'en deus egard ebet da galite an den; en guelet a raïmp souden e buez ar plac'h eürus-mâ pehini a voa domestic e ty un officer payen; ne voa nemet-i christenes eus e zy, ar re-all tout a voua payanet. Mari a serviche Doue e secret, den ne vouye ar pez a ree nemet ur plac'h-all pehini a edo ive e servicha er memes ty gant-i. Ar plac'h dibordet-mâ a ree dezi souffr alies; mæs erfin Douea reas da anaout an devotion eus e servicheres. Un devez ma edo ur rejouissanç vras en e zy, ar mæstr a ordrenas ma vige bet ive e oll domestiquet eus ar fest, ar rejouissançze a gonsiste oc'h ober ur sacrific d'an

Doueou faus ; mæs Mari ne chommas quet er guer en devez-ze var digare un affer bennâc. Da benn nebeut a amser goude e rezor c'hoas ur memes sacrific, Mari a refusas neuse agren mont d'ar seurt rejoissançou-ze. He mæstres fachet e reprenas , faut ne re evel ar re-all ; mæs ar plac'h fur-mâ a respondas d'he mæstres , yun a rân , emezi , ha christenes ez on ; he mæstres e fourchuas c'hoas da ober evel ar re-all , mæs ne allas morse gounit var he speret da ober un dra difennet gant al lesen gristen. Mari gouscoude a voua bepret modest hac humbl en andret he mæstres , na morse ne reas goall respont dezi.

Epad ma edo Mari o tiscourjal gant he mæstres , ar mæstr , antreas en ty ; pa c'houlennas ræson eus a guemense , an itron a lavaras dezâ petra voua caus eus an trous-ze ; neuse-soudan ar mæstr a ordrenas ma vige scourgeet e blac'h ; ordren a reas goude ma vige laqueet er prison ha ne vige roet dezi nemet bara gros evit e lacat da chench resolution , mæs caer o devoua ; ar plac'h devot a basseas e oll amser er prison o pedi Doue.

Ar gouverneur eus a guer , instruet a

guement-mâ , a ordrenas tenna Mari eus ar prison ; interroget e voua var e religion , mæs ar plac'h vertuzus-mâ a respondas hardimant penaus e voua cristenes ; d'ar goms-ze , ar bobl pere à voua eno presant a gommanças crial , e zeuleur en tan pe e lacat d'ar maro. Mari n'en em spontas quet evit cleout ar c'hri-ze. Ar gouverneur e alias da chench religion evit miret ne vige laqueet d'ar maro hervez ma en ordrenne lesen ar roue ; mæs Mari a respondas c'hoas gant ur gouraich vrás : n'emeus aon ebet , emezi , rac ho tourmanchou , peguer cruel bennâc e vent , ne ouffent quet padout pell ; ha queit ha ma vezo Jesus-Christ guenin , n'emeus aon rac netra. Ar gouverneur transportet a goler a ordrenas ma vige laqueet d'ar maro. Ar bobl pehini ur momet a ziarauc à c'houlenne e lacat d'ar maro , a gommanças caout truez outi , an oll a gommanças crial da c'houlen pardon eviti en ur lavaret penaus ne voua coupabl a grim ebet.

Ar gouverneur a gommanças caout aon rae ar bobl , ordren a reas e lezel e buez hac e lacat er prison , ha laqueet e voua ur soudart evit e diouall. Ar

plac'h vertuzus-mâ ðehini n'en em gave  
quet eno e surente nac evit e enor nac  
evit e religion , a gavas ar voyen da sortial  
eus ar prison-ze ; mont a reas da  
guet en un toull dòn dindan ur garrec ,  
morse goude ne voua cavet gant den.  
Eno e varvas ar plac'h eürus-ze ; mont  
a reas da receo digant Doue ar guru-  
nen a verserenti pehini e devoua meritet.

## REFLEXION.

E pep stad hac e pep condition ez eus  
Sænt ; ar plac'h eürus-mâ a so bet domistic  
hac e servichas payanet , gouscoude morse  
ne deus abandonet servich Doue. Ha c'hui  
servicherien ha servichereres morse ive ne  
dleit anconeç'hât Doue , ne vanquit morse  
d'ho pedennou hac offrit ho poaniou da  
Zoue ; parlantit ato gant respet ouz o mis-  
tri hac o mæstreset ha sentit outo evel ouz  
moëz an Autrou Doue. Pa viot quel-  
kennet bezit humbl ha ne ræsonnit quet :  
sentit ato nemet commandi e ve deoc'h  
ober un dra bennâc controll da Zoue  
ha d'ho coustianç ; bezit ato fidel da  
dud ho ty ; diouallet dioc'h an distera  
laëronci ba ne bermetlet morse e tœufse  
re-all da laëres ho mæstr hac ho mæs-  
tres ; ne gollet morse an amser ha credet

penaus e raï Doue deoc'h peadra d'hoc'h  
antreteni epad ho puez ; ne zroucprese-  
gues morse nac ho mæstr nac ho mæs-  
tres , na rapporti quehezlou eus an eil  
ty d'eguile ; erfin respetet tud ho ty hac  
o soulaget eus ho gallout , hac ho re-  
companç en eon a vezò assureret.

Ar mistri hac ar mæstreset a dle ive  
desirout ha procuri silvidiguez o servi-  
cherien hac o servicheret , o c'harout a  
dleont , o c'horrija gant charite , reï dezo  
un occupation moderet , o magua hac o  
faea eus o gajou , reï dezo amser da bedi  
Doue bemnos ha bep mintin , o alia da  
zont d'an ofiç ha da frequanti ar sacra-  
manchou ; rac sul-vui a fidelite o devezo  
da Zoue , sul-vui o devezo ive a fidelite  
da servich o mistri hac o mæstreset.  
Desqui dezo o religion mar ne gouzont  
quet ; o c'honsoli pa vezint affliget , o  
repren a propos ha non pas beza ato  
ouz o dibri ; ispcial ne vezit morse  
brutal en o andret. Erfin roït dezo ar  
pez so necesser evit o magua hac o  
antreteni ha Doue a vezò ho recompanç.



*An eizoet devez a vis du.*

### SANT ALAN, ESCOP.

SANT ALAN, guinidic eus a Escopti Leon, a so bet savet eus a ur famil distinguet. E dad a voue hanvet Alan haec e vam Catell. Dont a reas er bed d'an eizvet devez a vis du er bloaves mil pe var c'chant sez. Pa voue deut en oad, e guerent er c'hassas d'ar studi. Goude ma voua grêt e studi gantâ Doue en galvas evit sicour e ilis, ha Sant Alan en em rentas belec; ha nebeut a amser goudese e recevas un Abbat. E brudanç hac e speret dreist ar gommun a voua admiret gant an oll, ha roet a voe dezân Escopti Dol pehini a c'houvernas evel ur pastor mad. En amzer-ze an Autrou Rosmadec a edo Escop e Querne; ar prelat santel-mâ a voua car da Sant Alan. Goude e varo e voue choaset Sant Alan evit Escop e Querne; gouarn a reas e bobl gant ur brudanç propr da c'houniz eneou da Zoue.

Nicolas pempet eus a hano, pehini a edo neuse Pap ha pehini a anaveze Sant Alan, er greas cardinal abalamour

*eus a vreiz.*

437

d'e virit extraordinal. Neubent a amser goudese e voe grêt Arc'hescop eus a Avignon, goude maro ar Pap Nicolas, an oll Gardinalet a voa ambarasset evit choas ur Pap-all pehini en divige gouarnet mad an ilis. En occasion-ze eo particulierant en deus servichet Sant Alan d'an oll gristenien fidel; hac en occasion-ze ive en em servichas eus e brudanç evit profit an ilis; e-unan a choasas ur Pap, hac an oll Gardinalet-all a sentas outâ.

Goude beza rentent er fæçon-ze ar peoc'h hac an dranquilité d'an ilis, e roas avis d'ar Pap da ganonisa Sant Vincent Ferrier, hac ar Pap ne vancas quet da heulia e avis. Sant Alan en em acquitte eus e oll deverou gant quement a fidelite, ma recevas c'hoas ur garg-all. Grêt e voe legat e Franç hac e Breiz evit ober seyel eus e be relegou Sant Vincent Ferrier, maro er guer a Guenet, hac e lacaat dre urz ar Pap en niver eus ar Sænt.

Goude maro an Autrou Mousse, escop e Dol, e c'hoantas return d'ar bobl pehini en devoa confiet Doue dezân en e yaouanctis, ha grêt e voa en effet Escop e Dol evit e eilvet gueich. Lacat e reas en e Escopti un urz caér hac admirabl;

ur garante hac ur respet bras en devoa evit an Ilisou hac ispcial un devotion particulier en devoa evit Ilis an Itron Varia Folgoat ebars Escotti Leon; rei a reas e presant d'an Ilis-ze ornamanchou caër ha pinvidic; lacat a reas ive ober equichen ar memes Ilis ur groas caër pehini a veler c'hoas hirio, hac e treid ar groas-ze eo represantet Sant Alan var e zaoulin; goulent a reas ma vige bet enterret ebars Ilis an Itron-Varia Folgoat e cas ma vige maro e Breiz.

Sant Alan en devoa recevet digant Doue cals speret hac en em servicha reas anezâ evit procuri e chloar. E brudanç en deus cals servichet da dranquilité an Ilis catholiq. En e oll actionou en em gomporte ato er memes fæçon, da lavaret eo, beva en deus grêt en ur fæçon ingal ha meulabl; e galon a voa ato douguet d'ar mad na biscoas ne voe treac'het dre ar respect humen. Ersin Doue en dennas eus ar bed-mâ evit e recompansi eus e oll labourou hac eus an oll servich en devoa rentet d'e ilis. Mervel a eure e Rom er bloas 1477 an daou varnuguent a vis gouere, oaget a zec bloas ha tri-uguent. E gorf a voe enterret en ilis Sant Praxed. e pehini er c'honserver c'hoas hirio gant cals a respect.

## REFLEXION.

I. Sant Alan n'en deus quet grêt miraclou evel cals Sænt-all, n'en deus quet grêt actionou bras hac extraordinal; mæs ne d'eo quet ar brassa Sænt ar re a ra miraclou, ne d'eo quet ar guella christenien ar re a ra ar brassa actionou; mæs ar guella christenien eo ar re a ra gant brassa fidelite ar pez a c'houlen Doue diganto, pep-hini hervez e stad hac e gondition. Grit an deverou eus ho stad hac e plijot da Zoue, grit ato ar pez a choulen Doue digueneoc'h hac e viot Sant. An distera action grêt en intantion da blijout da Zoue, a so santel ha meritout a ra ar vuez eternel. Dre ur gundu reglet dre ar fidelite d'ho teverou ha d'ho labourou ho pevezo an experianç haec ar furnez hervez Doue; en ur guer, ne ver quet ato Sant en ur ober actionou bras ha caër, mæs en ur ober ato mad ha gant un intantion vad ar pez hon deus da ober. Perfection an den a gonsist oc'h ober ato mad an actionou ordinal hac ar re gommuna. Ne allomp quet oll ober miraclou, mæs beza allomp en em sanctifia er stad e pehini e vezomp.

II. Sant Alan a reas presanchou caër

dan ilis an Itron Varia ; ha c'hui petra roït-hu d'an ilisou ? Ha beza hoc'h-eus hu memes evito ar respet a so dleet dezo ? Coupabl eo certenamant piou ben-nâc a zeu da ober goall usaich eus ar madou en deveus recevet digant Doue. C'hui mesverien, guell e ve deoc'h reï lod eus ho madou d'an ilis eguet o implija en davarnou oc'h offanci Doue. C'hui tud dilicat, pere a zeu da implija ho tanve e dilajou caér ha precius, c'hui pere a ra goall dispignou gant ho tauï en ur reï repaziou bras, c'hui tud avaricius, pere a so ato paour, mar feller ho credi, ha pere hoc'h eus cals arc'hant o loedi en ho tyez, profitabloc'h e ve deoc'h reï darn anezo evit sicour ar paour ha propaat ty an Autrou - Doue; peautramant ma n'hoc'h eus quet ar voyen da siconr an ilisou er fæçon - ze, respetet anezo da viana ha conservit enno ar vdesti hac ar respet so dleet da bresang Doue.

III. Sant Alan n'en deus bet tam respet humen. Pa voa question da choas ur Pap ne fallas quet dezàn blessa e gous-tianç evit plijont d'ar re-all. Grit ive hoc'h oll actionou evit plijout da Zoue hac e cavot ar liberte a galon; ur galea pur

a zeu da benetri an eon hac an ifern; n'en em sourciet quet eus ar pez a lavaro an dud ac'hanoc'h nac eus ar pez a songint ac'hanoc'h : grit ato ho tever ha servichit Doue hac e cavot ar repos. En hoc'h oll actionou clasquit ato gloar Doue ha silviduguez ho nessa, ha da fin ho buez e cavot ive gloar ar barados.

*Ar seitecvet devez a viz Du.***SANT TANGUY, ABAT.**

SANT TANGUY. pehini a so bet var fin e vue abat e Lomaze, a voe guinidic eus a Escopti Leon. E dad hanvet Galonus hac e vam Floranç, a voe tud honest, tud a zoujanç Doue ha tud a zistinction eus ar guær a Vrest. Mæs ar malheur en devoa da goll e vam pa edo c'hoaz hianic. Sant Tanguy en devoa ive ur c'hoar pehini a so bet ur plac'h fur, vertuzus ha leun a religion. Goude e vam, Galonus e dad a fallas dezàn dimizi adarre; dimizi a réas en effet da un itron eus a vro ſaus pehini ne voa quet eus a religion catholic.

An itron nevez-mâ ne voa quet bet pell e compaignunez Galonus, ma comanças caout erez ha cassoni ouz Sant Tanguy hac e c'hoar; maltreti ha persecuti a reas e pep seurt façon an daou grouadur santel-mâ epad eiz bloaz dioustu. Ersin Tanguy enaouet gant ar vuez-ze, a bartias gant consantamant e dad pehini a roas dezàn un neubeudic arc'hant. Mont a reas da guenta d'an Normandi ha goudese da Baris; enno en em zistenguas dre e adres ha dre e gouraich. Pa voe anaveet gant ar Roue, e recevas digantâ ur gargenorabl en e Balæs.

Pa edo Tanguy e Baris, e c'hoar a souffre e guær a bep seurt tourmanchou aberz et les-vam. He dad ersin e voa obliget d'e c'has da ur meroury pehini en devoa e douar Leon, evit miret ne vige persecutet davantaich. Eno ar plac'h-ze en em gavas eïrus, rac eno e alle exerci a bep œuvrou a charite, ha practica a reas en effet er solitud-ze a bep œuvrou a biete, bete convertissa plac'het yaouanc.

Tanguy a zeuas eus a Baris evit guelet e dad, mæs ne voe anavezet gant den. Goulen a reas quelou eus e c'hoar, lavaret e voe dezàn e peleac'h edo; hac

e les-vam a lavaras dezàn a bep seurt drouc anezi. Tanguy a gredas parfet ar pez a glevas; mont a reas er momet da glasq e c'hoar, ha dre un taul a bromptitud e tibennas anezi gant un taul cleze. Goulen a reas goudese e pe seurt façon e veve; an oll generalamant a lavaras a bep seurt vad anezi, hac evit guir ne alle den lavaret drouc eus ar plac'h-ze; quer charitabl e voe e quenver an dud paour, ma voa cavet dindan e fatelet lez caillet pe lez troet pehini a zistribue d'ar beaurien, Santes Gueodet.

Pa zeuas Tanguy da c'houzout ar virionez, e quemeras quement a chagrin, ma ne vouye petra ober. Al les-vam gruel a voe punisset visiblamant gant Doue, ha mervel a reas dre ur maro criz hac estrainch.

Tanguy a yeas da gaout Sant Paul pehini a voa neuse Escop e Leon, evit coez e grim. Ordrenet e voe dezàn, evit pinigen, yun epad daou uguent devez. Mæs Tanguy n'en em gontantas quet gant quemense; mont a reas en ur c'hoat e quichenic Brest, eno e savas ul lohic e pehini a voelas hac a reas ur binigen rust epad an daou uguent devez. N'en devoa nemet froez fall evit

e oll vagadurez , mæs ul labouz , pe mar querit ur vran , dre bermision Doue , a zigassas dezàn ur bara pehini a quemerás goude beza trugarequeat an Autrou-Doue. Ar c'hoat e pehini a c'hoarvezas ar miracl-ze , a so hanvet hirio *Coat-Tanguy.*

Pa voue echu e binigen , Tanguy a retournas da gaout Sant Paul ; en em deuleur a eure e quichen treid ar Prelat santel-mâ , ha goulen a reas digantâ e venediction. Goulen a reas beza recevet etouez ar religiuset eus a bere Sant Paul oa Superieur. Accordet e voa dezàn an habit a religion. Beva a reas en ur santelez vrás , hac avanç a ree bepret er berfection. Sant Paul a reas repari unan eus e gouenchou pehini a voa bet distruget gant an inimiet , La- caat a reas Sant Tanguy superieur er gouent-ze , hac a roas dezàn daouzez religius. Mæs abarz nebeut , e vertu- ziou hac e exempl mad a dennas d'ar gouent-ze cals religiuset. Sant Tanguy oa douç ha charitabl e quenver e vreudeur , mæs rust ha dizamant en e andret e-unan ; e vrassa plijadur oa och ober oræson.

Ment a reas da visita e dad pöhini oa

prest da vernel ha pehini a roas cals rènchou da gouent Sant Tanguy.

Er memes amser e arruas e goulet Leon ur batimant e pehini oa relegou Sant Maze Abostol. Sant Tanguy a reas sevel eno ur gouent eus a behini e voa grêt abat ha superieur. Ar gouent-ze a c'helver hirio Bec Lomaze , abalamour d'ar relegou Sant Maze. Sant Tanguy en deus bet an donæson a revelation ; lavaret a reas d'ar religiuset eus e gouent an devez ma tlie mervel. Coeza a reas clàñ , ha goude beza laquet urz vad en e gouent , ha recevet e oll sacramanchou , e rentas e ene d'e grouer , en daouzevet devez a vis meurs , er bloaz 594 , er memes devez e varvas Sant Paul. Doue en deus grêt cals miraclou dre interces- sion Sant Tanguy.

#### REFLEXION.

I. Sant Tanguy a zibenas e c'hoar dre'n abec ma voa bet re facil da gredi e les-vam. Chetu aze eus a betra eo caus ar goall deaudou. An teaudou fall a so capabl da drouibli an tieguezou , ar famillou hac ar broyou ; an teaudou fall a so capabl da lacat an dud d'en em laza an eil eguile ; gouscoude n'ez

eus defaut ebet hifio communoch' evit  
hennez. Partout , etoues a bep seurt  
tud , e pep seurt compagnunez , e rer  
goab hac e leverer drouc eus an nessa.

II. Sant Tanguy n'en em gontantas  
quet ober ar benigen pehini oa ordrenet  
dezàn gant Sant Paul , mæs beza fallas  
dezàn en em briva eus a bep tra. En  
em denna a reas en ur c'hoat hac en  
em gontantas da zibri froes c'huero  
evit e vagadurez. Petra songit-hu a  
guement -mâ , c'hui tud dilicat , tud  
laich pere , dre lezireguez ha dre eaza-  
mant evit ho corf , ne fall deoc'h morse  
e castiza pe da viana a zeu alies da ne-  
glija ar binigennou a so ordrenet deoc'h  
gant ho confessoret , petra bennâc n'ez  
int nemet pinigennou ber ha dister. Dont  
a raï an amser m'ho pezo queus da veza  
o negliget.

III. Sant Tanguy a voe douç ha cha-  
ritabl en andret e vreudeur , ha rust en  
e andret e-unan. E quemense eo e con-  
sist ar guir garante , mæs en amser-mâ  
e pratiquer ar c'hontrol , pep hini a so  
rust e quènver ar re-all , ha damantus  
anezo o-unan pep hini a gao faut er  
re-all , ha morse enno o-unan ; pep hini  
a vell defautou ar re-all , memes ar re-

distera , mæs ne velont quet o re , pere  
a so gouscoude cals brassoc'h. O dal-  
lente eus an den , O christenien , digoret  
ho taoulagat ! sellit en ho coustianç ha  
ne zispriget den:

---

*An unan-varnuguent a vis Du.*

SANT COLOMBAN , ABAT.

SANT COLOMBAN a so bet unan eus ar  
c'henta christenien eus an Islandr. Ar  
Sant-mâ en e yaouancis en devoa ur  
c'character mad ha cals inclination d'ar  
mad. Reï a reas e guenta amser d'ar  
studi ha d'ar pratic eus ar vertuziou.  
Temptet eo a enep ar vertuz a burete  
o pep seurt fæçon , mæs e pep rancontr  
hac e pep occasion e c'houneze ar victor.  
An occasionou fall e pere en em gave  
bemde , a reas dezâ quemer ar resolu-  
tion da guittaat e vro en drousespet d'e  
guerent. E vam ispicial a reas e fossUBL  
evit en angagi da chom er guer , mæs  
morse ne allas gounit var speret Colomban  
pehini , petra bennâc ma voe yaouanc ,  
a falle dezâ lacat e silvidiguez en assu-  
ranç Ifac heulia an inspiration divin.

Sant Colomban encur guittaate querent, en em lequeas dindan direction ur personaich santel hanvet Senil pehini en rentas habil bras. Scriva en deus grêt ul leur bennâc, goudese en em dennes en ur gouent evit quemer an habit religius. Colomban ne zaleas quet da veza ur religius santel ha vertuzus. Er goent-ze e chommas pell amser, caret hac admiret gant ar religiuset-all; erfin Doue a inspiras dezâ ar sonch da guittaat an Islandr ha da zont e Franç evit cresqui ar biete hac ar religion pere a ziminue bemde. An abat eus e gouent a roas dezâ a bermision-ze, ha reï eure ive dezân daouzec religius tud habil ha tud devot evit e accompaigni hac evit e sicour en affer vras-ze.

Partout e lec'h ma passee e ree cals burzudou dre e bredicationou, dre e exemplou mad ha dre ar santelez eus e vuez. Arruet a reas e Franç ha diguemeret mad e voe gant ar roue. Goude beza instruet mad e bobl, en em dennes en un desert e pelec'h e souffras ur famin quer bras ma chommas epad nao devez hep dibri gant e oll religiuset. N'o devoa evit en em substanti nemet deillou-guez. Un nombr bras a dud a zeue d'en em lacat dindan e brotection, bete ma voe obliget

da ober ur gouent nevez pehini a so hanvet Lisieu. Mæs ar jaloui eus a certen personnaichou a voe caus ma voe chasheet eus ar plaç-ze. Mont a reas da Venzanson e pelec'h e convertissas un nombr bras a dud fall dre ar miraclou pere a reas Doue en e faveur; goude quemense e retournas adarre d'e gouent; mæs exilet e voe c'hoas eus ar plaç-ze dre urz ar roue.

Partial a eure eus a Lisieu ha dont a reas d'an Naonet. Dre guement quer en devoa passeet e reas un nombr bras a viraclou. Urz en devoa bet da vont d'an Islandr, mæs al Læstr e pehini e voa, ne allas morse abordi er c'hoste-ze, ma voer obliget da lesel Colomban var douarou Franç; abandoni a eure an Naonet ha mont a reas da gaout Roue al Loreen gant pehini e voe diguemeret mad ha pehini a accordas dezân e brotection. Gondese e partias adarre evit mont da Baris. Eno e voe recevet mad ha roet e voa dezân ar bermision da brezec ar feï; convertissa a reas un nombr a dud ha reï a eure ar vadiziant da un infinite a idolatret.

Mæs Sant Colomban n'en devoa nemet poan ha trubuill er bed-mæ, obliget

e voe c'hoas da guittaat ar c'harter-ze ha da vont d'an Itali; eno e voa digueret mad gant Roue al Lombardet, pehini a reas dezàn ur plac caér evit batissa ur gouent. Quenta tra a reas e voa confonti certen heretiquet pere o devoa pervertisset ar vro-ze; ober a eure ul leor pehini a so leun a zoctrin hac a santelez. Goude quemense en em dennas en desert. Diguemennet e voe dezàn retourn e Franç d'ar gouent en devoa grêt e Lisieu; mæs Sant Colomban ne songe muy nemet da bartial evit an eternite. En effet goude beza passeet ur bloas e douar Itali e varvas evel ma varv ar Sænt; goude beza passeet var an douar ur vuez hir ha leun a veritou, mervek a eure en unan varnuguent a vis du var dro ar bloaves 600. Imposubl eo nombri ar miraclou en deus gret Sant Colomban; mæs admira rer ispcial ar garante en deus bet evit e adversourien hac evit quement hini en deus e berse-cutet var an douar.

## REFLEXION.

I. Sant Colomban en deus abandonet e vro hac e gnerent evit senti ouz bolonte Doue. Evelse e tle an oïc dud

yaouanc en em gomporti. Pa eus question da guemer ur stad a vuez ne dleont quet consulti o c'herent mæs heulia, an inspiration divin; nac ar guerent ne dleont quet ive en em opposi na miret ouz o bugale da choas ur stad a vuez, mæs o lesel en o liberte gant aon d'en em renta coupabl dirac Doue. Tadou ha mamou lezit al liberte gant o bugale pa vezint o choas ur stad a vuez; lezit Doue da zisposi anezo, rac mar forceit anezo e c'harvezo maleur ganeoc'h abred pe a zivead.

II. Ha c'hui tud yaouanc, songit mad da pe seurt ez oc'h galvet gant Doue, ho pêt sonch ez eo houmâ ar brassa affer eus ho puez; anezi e tepant ho silvidiguez pe ho taonation eternel. Consultet var an affer-ze tud habil, tud prudent ha tud desinteresset; goulennit ispcial avis digant ho confessour, communiet alies evit goulent digant Done ar c'hraç da anaout e volonte; choazit ar stad e pehini e veac'h contant da vervel.

III. Unan eus ar brassa vertuziou en devoa Sant Colomban e voa e garante evit e adversourien. Sant Colomban a bede evit e adversourien, mæs en amser-mâ e faller ato en em vengî; Sant Colomban a rense ar mad evit an drouc, mæs bre-

mâ siouas e renter an drouc evit an drouc hac alies memes an drouc evit ar mad. Pardonit mar fell deoc'h beza pardonet gant Doue, ma ne bardonit quet n'ez oc'h quet dign da dostaat ouz ar Sacramanchou na da antreal e rouantelez an eon.

*Ar pemzevet devez a vis Querzu.*

**BUEZ AN DEN EURUS YAN DISCALCEAT  
EUS A URZ SANT FRANCES.**

An den eürus Yan leshanvet Discalceat, abalamoùr ma valee ato var e dreid noas, a so bet un den a exempl vad. E guerent, tud paour mæs tud honest ha tud a zoujanç Doue, a yoa o chom ebars escopti Leon. Pa voe avancet en oad e voe casset da vez ur c'hendro dezàn evit disqui e vicher, ar pez a reas e ber amser. Diouall a ree diouz ar feneantis ha gounis a ree e bara gant poan. E oll blijadur e vige oc'h ober croaziou, mæs da benn un neubeut amser e teuas da vez a un den ezet. Sonjal a ran ez eo bet mansonner en e guenta amser; Doue a inspiras dezàn ar sonch da guittaat ar bed ha d'en em ober den a Ilis; mæs

an oli a voa controll d'e santimant hac a ree goab anezàn. Quittaat a reas gouscoude e vro ha mont a reas d'ar guer a Roason; eno en em lequeas var ar stûdi ha parveni a reas da veza den a Ilis; ha neuse e cunduas ur vuez mortifiet, simpl ha santel meurbet. Yun a ree teir gueich er sizun divar bara ha dour. Bisita a ree an dud clân hac ober cals œuvrou a biete. An Escop eus a Roason en oblijas en drousespet d'e humilité da gueumer ur barres. Instrui a reas e baressionis e pep seurt façon ha dre e gomsou ha dre e exempl; instrui a ree ar bobl e pevar c'horn an Escopti ha bale ato var e dreid noas, quement en divige eus e barres a vige d'ar paour.

Goude beza rentet er façon-ze a bep seurt vad d'ar bobl, e c'hoantas en em renta religius eus a urz Sant Frances. Goulen a reas permission digant e Escop ha accordet e voa dezàn goude cals a zifficulte. Pa guemeras an habit eus an urz e quemeras ive speret an tan Sant Frances. Carout a ree ar baourente hac ar simplicite; carout a ree ive ar beaurien eus a bere eo bet an tad maguer. Mæs pa roe an alusen d'ar beaurien e roe ive dezo un instruction bennâc; pa

n'en divige da rei d'ar paour e roe alies  
memes e vantel.

En amser-ze ar bobl a voe affliget dre  
ar 'famin pehini en em laqueas er vro;  
an den Doue-mâ a rede eus an eil ty  
d'eguile evit consoli ar re affliget; morse  
ne vige tranquil, tremen a ree e oll  
amser er beden en oræson, o bisita an  
dud clân hac oc'h ober a bep œuvrou  
mad, gouscoude ne vige exant a dentationou,  
mæs o zrec'hi a ree oll gant  
couraich dre inspirationou santel ha  
pendennou ber pere a lavare a greiz calon.

An den eürus Yan Discalceat a exerce  
a bep seurt mortification corporel, ober  
a ree abstinanç perpetuel nemet ur ræ-  
son vad en divige da zibri quic; yun  
a ree casi tauc ar bloas divar bara ha  
dour; bemde e lavare an offeren gant  
cals a zevotion hac ato e vige assidu en  
e confession.

Avertissa a reas an habitantet eus ar  
guer a Guemper da ziouall dious an  
inimiet gant pere e voant e bresel; ne  
fallas quet dezo en chilou ha c'hoarvez-  
zout a reas maleur ganto; rac an ini-  
miet a guemeras ar guer ha lazet e voa  
cals Quemperis, conta a rîr bete pe-  
varzec cant den etre goazet, merc'het  
ha bugale.

Mæs Doue a zigassas c'hoas ur groas  
d'ar Guemperis; affliget e voant gant ar  
vocen ha cals tud a varve bemde. Neæse  
an den santel Yan Discalceat a gavas  
c'hoas an occasion da exerci e charite,  
ato e vise guelet dre ar ruyou o bisita  
ar re glân, ouz o c'homunia hac o  
rei dezo o oll sacramanchou, mæs Doue  
a fallas dezàn recompansi e servicher  
fidel. Yan Discalceat a c'hounezas ive  
ar c'hlenvet, ha mervel a ree evel ma  
varv ar Sænt er bloas 1349, oaget a  
nao bloas ha tri-uguent.

## REFLEXION.

An den eürus Yan Discalceat en deus  
ato diouallet diouz ar feneantis, rac gou-  
zout a ree mad penaus ar viç-ze a so  
ar pen-caus eus an oll maleuriou pere  
a erru gant an den; gouzout a ree penaus  
ar feneantis a so controll d'an oll  
vertuziou ha penaus c'hoas e laca an den  
e renq an anevalet. Ar feneantis hac al  
lachentez a zeu da zalla speret an den  
ha d'en renta incapabl eus a netra vad.  
Biscoas ur feneant nac ur feneantez n'ez  
int bet estimet na caret gant den; en  
em occupit ato eta gant ul labour honest  
bennâc hervez ho callout; ho pêt sonch  
e rentot cont da Zoue eus an amzer

gollet hac eus ar<sup>o</sup> c'homzou inutil.  
 An den eürus-mâ a laquee e oll bli-jadur o consoli an dud affliget hac o visita ar beaurien clæn; mæs bremâ ne veler muy an dra-ze; an dud puissant ha pinvidic o deus cals mignonet, mæs ma c'hoare ganto un affliction bennâc pe goll o madou, an oll a zeu d'o abandoni. En amser-mâ c'hoas pep hini en deus sourci da visita un den pinvidic pa ve clæn; mæs un den paour pa ve abandonet epad e glènvret, den ne ya var e dro na n'en deus den truez outâ. N'e d'eo quet evelse e tle ar gristenien en em gomporti; bisitet ar re baour quentoc'h eguet an dud pinvidic ha Doue ho recompanso.

An den eürus Yan Discalceat a vige goapet ha controliet gant cals tud, mæs ne ree fors gant quemense; grit ar me-mes tra hac e cavot an dranquillite hac ar peoc'h a goustianç. N'en em sourciet quet eus ar pez a lavaro an dud ac'hanoc'h nac eus ar pez a songint ac'hanoc'h; evit quement a lavarint c'hui a vezò ato ar memes; ne viot na falloc'h na guelloc'h dirac daoulagat Doue. An dud ne ho barnint quet, mæs Doue eo a vezò ho barner.

*FIN.*

## TAULEN.

| Pagen.                                                                      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Ar guir Voyen d'en em savetei. Quenta moyen. Songit alies e Doue,           | 1  |
| Pratic æz ha facil evit sonjal alies e Doue,                                | 14 |
| Eil voyen, songit alies en eternite,                                        | 26 |
| Trede moyen, ho pêt ur c'hoant vrás d'en em savetei hac aon da vezà collet, | 29 |
| Pevare moyen, ho pêt horroll ouz ar pec'het memes veniel,                   | 31 |
| Pempet moyen, teac'hit diouz ar goall gompaignunez,                         | 37 |
| Chuec'hvet moyen; examinet bemnos ho coustianç,                             | 42 |
| Seizvet moyen, coezzüt alies;                                               | 48 |
| Eizvet moyen, communiet alies;                                              | 54 |
| Navet moyen, bezit devot d'ar Verc'hes;                                     | 65 |
| Decvet moyen, bezit devot da Sant Joseph;                                   | 74 |

**TAULEN.**

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Unnecvet moyen, bezit devot d'hoc'h Ael-                                                                     | Pagen. |
| gnad ,                                                                                                       | 79     |
| Daouzecvet moyen, soulaget an eneou eus<br>ar purgator,                                                      | 87     |
| Trizecvet moyen jugit pep tra hervez ma<br>viot juget gant Doue d'an heur eus ar<br>maro ,                   | 98     |
| Pevarzecvet moyen, reglennou a brudanç<br>evit anaout an drouc hac ar mad ,                                  | 103    |
| Devotion evit ar mintin ,                                                                                    | 106    |
| Devotion evit an nos ,                                                                                       | 109    |
| Avis d'an dud yaouanc ,                                                                                      | 112    |
| Moyenou excellant evit en em rei da servich<br>Doue adalec ar yaouanctis hac evit quen-<br>derc'hel ar fin , | 125    |
| Moyen excellant evit obtensi digant Doue<br>ar vertuz a burete dre intercession ar<br>Verc'hes Vari ,        | 141    |
| Ar penn-caus eus a gorrution ar yaouanctis ,                                                                 | 146    |
| Remejou a enep ar pec'het an impurete ,                                                                      | 152    |
| Avisou ha maximou util meurbet da leep<br>christen ,                                                         | 155    |

**TAULEN.**

|                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Quenta tra en deus u den yaouanc da<br>ober en ur antreal er bed , eo conservi<br>ar santimanchou hac ar praticou a biete<br>pere en deus observet en e yaouanctis , | Pagen.<br>163 |
| Antretien fur eus un ene devot ha c'hoantus<br>eus e silvidiguez .                                                                                                   |               |
| Quenta chabist , peleac'h edon-me bremâ<br>cant bloas ? Da biou e rencàn - me va<br>bues ha va oll madou ?                                                           | 166           |
| Eil chabist , ar vuez-mâ ne bado quet ato ;<br>mæs petra c'hoarvezo gueneomp-ni goude<br>ar maro ?                                                                   | 170           |
| Trede chabist , evit petra en deus an Autrou-<br>Doue va c'hrouet ha va laquet er bed ?                                                                              | 172           |
| Pevare chabist , ha beza vezin-me saveteet ?                                                                                                                         | 175           |
| Pempet chabist , ret eo da bep christen<br>caout horiol ouz ar pec'het marvel ,                                                                                      | 177           |
| C'huec'hoet chabist , ne chommit quet pell<br>e stad a bec'het marvel ,                                                                                              | 184           |
| Seizvet chabist , un dastum a gals sonje-<br>sonou evit lacat hor poan da ober hor<br>silvidiguez ,                                                                  | 188           |

TAULEN.

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| <i>Eizvet chabist, pratic ðez hac util meurbet</i>  | Pagen. |
| <i>evit un ene pehini e deøeus c'hoant da</i>       |        |
| <i>assuri e silvidiguez,</i>                        | 193    |
| <i>Navet chabist, reflexionou evit rei couraich</i> |        |
| <i>d'un ene da bratica ar vertuz,</i>               | 195    |
| <i>Decoet chabist, reflexionou evit lacat un</i>    |        |
| <i>ene da garet Doue,</i>                           | 199    |
| <i>Unneecvet chabist, ha beza ez on-me ur</i>       |        |
| <i>servicher mad da Zoue?</i>                       | 202    |
| <i>Daouzecevet chabist, ha me a so christen</i>     |        |
| <i>e guirionez?</i>                                 | 208    |
| <i>Trizecvet chabist, sonjesonou mad evit hon</i>   |        |
| <i>excita da bratica ar vertuziou,</i>              | 212    |

Exemplou edifiant.

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <i>Quenta exempl, ar vuez-mâ ne bado quet</i>   |     |
| <i>ato,</i>                                     | 218 |
| <i>Eil exempl, hor c'horfou a vezø rentet e</i> |     |
| <i>ludu,</i>                                    | 220 |
| <i>Trede exempl, mad eo sonjal allies e ju-</i> |     |
| <i>jamanchou Doue,</i>                          | 224 |
| <i>Pevare exempl, an dud, honest hac an</i>     |     |

TAULEN.

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <i>dud vertuzus o deøeus aon rac jujaman-</i>        | Pagen. |
| <i>chou Doue,</i>                                    | 224    |
| <i>Pempet exempl, piou a vezø capabl da</i>          |        |
| <i>supporti tan an Ifern ?</i>                       | 226    |
| <i>C'huec'hoet exempl, gøell eo souffr er</i>        |        |
| <i>bed-mâ eguet er bed-all,</i>                      | 227    |
| <i>Seizvet exempl, quemeromp abred an hent</i>       |        |
| <i>da vont d'ar barados pa hon deus bremâ</i>        |        |
| <i>an occasion,</i>                                  | 229    |
| <i>Eizvet exempl, an apparanç eus ar vertuz</i>      |        |
| <i>ne d'eo quet suffisant evit beza saveteet,</i>    | 230    |
| <i>Propos var un neubeut a c'hoant hon deus</i>      |        |
| <i>da vont d'ar barados,</i>                         | 232    |
| <i>Seiz bouquet spirituel evit ar seïz deøez eus</i> |        |
| <i>ar sizun,</i>                                     | 236    |
| <i>Setançou evit pep deøez eus ar mis,</i>           | 239    |
| <i>Reglamant a vuez evit acquisita ha conservi</i>   |        |
| <i>yec'het ar c'horf ha yec'het an ene,</i>          | 250    |
| <b>Instruction evit choas ur stad a vuez.</b>        |        |
| <i>Quenta articl, instruction general,</i>           | 255    |
| <i>Eil articl, an necessite da choas mad ur</i>      |        |
| <i>stad a vuez,</i>                                  | 267    |

**TAULEN.**

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Trede articl, a fautou *pere a gommetter<br>peur-liessa en ur choas ur stad a vuez,                                           | 272 |
| Pevare articl, moyenou mad evit choas ur<br>stad a vuez,                                                                      | 278 |
| Pempet articl, evit choas mad ur stad a<br>vuez, ez eo necesser sonjal e quemense<br>arauc an amser,                          | 285 |
| C'huec'hoet articl, moyenou eus a bere e<br>renquer en em servicha pa ve arruet an<br>amser da choas ur stad a vuez,          | 287 |
| Seizvet articl, ar pez so ret da ober pa ve<br>arruet an umser da choas ur stad a<br>vuez,                                    | 290 |
| Eizvet articl, ar c'haliteou pere a so ne-<br>cesser d'ar personaichou digant pere e<br>c'houlenner cusul var ur stad a vuez, | 296 |
| Navet articl, ha rêt eo iwe goulen avis<br>ar guerent evit choas ur stad a vuez?                                              | 297 |
| Canticou spirituel,                                                                                                           | 305 |

**TAULEN.**

**Buez emeus eals Sänt eus a Vreiz.**

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Ar gouël miraculus eus an tri banne goad,                     | 348 |
| Sant Patern, Escop,                                           | 353 |
| Sant Briec, Escop,                                            | 359 |
| Santes Nonnec, Abades,                                        | 366 |
| Sant Herve, Hermit,                                           | 372 |
| Sant Meen, Abat,                                              | 377 |
| Sant Golc'hen, Escop,                                         | 382 |
| Sant Guillou, Escop,                                          | 388 |
| Ar vuez burzodus eus a Francesa Damboas,<br>eus a urz Carmes, | 395 |
| Sant Sclær, Escop,                                            | 406 |
| Sant Conogan, Escop,                                          | 410 |
| Sant Goënou, Escop,                                           | 417 |
| Sant Cadou, Escop ha Merzer,                                  | 421 |
| Sant Hommobon, Marc'hadour,                                   | 426 |
| Santes Mari, Domestic ha Merzeres,                            | 431 |
| Sant Alan, Escop,                                             | 436 |

TAULEN.

Pages

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <i>Sant Tanguy, Abat,</i>                         | 441 |
| <i>Sant Colomban, Abat,</i>                       | 447 |
| <i>Buez an den eürus Ian Discalceat eus a urz</i> |     |
| <i>Sant Frances,</i>                              | 452 |

FIN EUS AN DAULEN.